

GERIADUR BRAS

F. FAVEREAU

français-breton

© Francis Favereau 2021

<http://ffavereau.monsite-orange.fr>

(évolutif en ligne +100 Mo - tous droits réservés, reproduction interdite)

L

L (abrév. : litre, livre = *litrad, livr / lur*) & (angl *L Learner* – gall *dysgwr : deskour*) A (apprenant-e)

LA (1 - article déf. – f. - cf. NALBB n° 516) > LE

LA (2 - pron. pers. f.) HE (mut. 2) : la voir *he gwelet, mont d'he gwelet, l'attraper d'he zapout, je l'avais vue he gwelet em boa, pa'm boa he gwelet / pa'm boa-hi gwelet*, (souv. KLT / W) ANE²HI : *gwelet 'm boa anezhi*, (pron. Sujet) *setu hi, les-hi !*

LA (3 Mus. ; GR mettre le chant en la *lacqaat ar c'han e la*) = LA & donner le la (fig.) *kas an ton*

LÀ (4 - 10° < illac lat. – en ce lieu, & EN ce moment ; magos & se, v-br-gall *ma*, GR *aze < (a)vaze / se* – ALBB n° 4 *aze / ahe*, NALBB n°16) AZE : qui est là ? *pi'zo aze ?* (2° pers. / 1° *amañ & 3° ahont / -mañ & -hont*), jusque là il n'y avait pas de mal *beteg aze ne oa ket a zroug & bete-henn*, c'est là que... *aze eo / aze ema & tout est là as' 'ma ar jeu !* ; (à l'endroit en question – déjà mentionné) ENO : *arabat deoc'h chom eno* (& y / mouvement *mont di*) & d'ici là *ac'hann di* (Are-Ph) ; (démonstratif) -SE : *an den-se, an taol-se* ; de là ALES^SE (ALBB n° 7 & L *ac'halese, W avaze*) : *sav alese !* (Ph-T), *pa oe dâet avaze* (& *ag aze* Prl), de l'endroit en question AC'HANO / AHANE^e : *o toned ahane d'ar gêr* (trad. / venant de là-bas chez moi > là-bas) ; ça et là, de-ci de-là, par-ci par-là *amañ hag ahont, du-mañ du-hont / du-se, tu-mañ (ha) tu-hont / hag ac'hann hag alese* (et patati et patata) ; là-dedans E-BARZH (*an dra-se*), là-dessous *aze dindan / en dan*, là-dessus WAR-C'HORRE / WAR-LEIN (& *âr-lein*), (fig.) *war se : dont en-dro war se* ; là où (E-)LECH MA / LE M' (Ku) : *lec'h ma staot ur c'hi e staot daou pe dri* (Ph), *le'm e teu / le ma ve*, (fig.) PA : là où il faudrait travailler *pa vefe ret dezhañ labourat* ; oh là là ! OIAOU ! (Ph < oi !) ; là là ! *les't-hañ (hardi) ! (& list ! GR – nebaon ! n'aie crainte & trankil ! mollo !)*

« LA » (5 - لا = non, pas) > *la-bâs / la-bès / la'bæs /* (arg. beur : pas mal & c'est bien ! س اب لا ي ش ل ك
kull ši la bâs & kull la bâs = kement tra n'a ket fall > mad ar jeu...)

LABABAN (NL < Lan- & pab- /-an - dim.) LABABAN

LABADENS (personnage de Labiche : camarade d'internat > *Veig Trebern* YD) *Paotr Teo*

LABAN (لبان & oliban – gomme, mastic, résine / aliboufier / styrax & cf. NL لبنان *Lebanon* Liban & لبناني *libanani* libanais) =

LABARRÈRE (NL Gers < barro gaul.-celt. > barre & dér.) =

LABARTHE (NL 31, NF Barthes < oc *barta* broussailles – Lar.) =

LÀ-BAS (16° & enfer ; GR *a-hont* – ALBB n° 005) AHONT : *ahont ema-hi* (souv. 3° personne / 1° *amañ & 2° aze*) = DU-HONT : *du-hont kostez Menez Bre* (T & *du-hont* chez lui, elle, eux, elles / *du-se* chez toi, vous & *du-mañ* chez moi, nous... Ph) ; (anc^t) *a-isel (a-is)* ; de là-bas (ALBB n° 008)

ALESHONT (usu^t Ph-LT & *ac'halehont*, W *avahont & a-zu-hont*) : *aleshont eo-hi deuet*

LA(B)DANUM (lat.-gr) = *labdanum*

LABBE (18° < sued. / angl. *skua* - Icht. AGB n° 344 *Go sparfell mor & harzer* T / Lu *kaoc'haer, dreber kaoc'h* - Molène & *labous kaoc'h* Ko / *skoul-mor & serjant* Ki / *paotr kozh & potr ko'h* Wi, *kaoc'haer* - Groix / *digo'aer, debour koc'h, kac'herig* W / *yar vor, skrao dey & pabe-kae'h* - îles) DIGAOC'HER m.-ien / (surn.) SERJANT m.-ed

LABEAUME (NL Ardèche Pont de Labeaume < la B.) > BAUME

LABEL (19° < angl. – anc. frç / lambeau – gall *label* / *llabed*, irl > *lipéad* & basq. > *label*) **LABEL** m.-ioù : *al label Produet e Breizh, al label AOC...*

LABELLE (19° < lat. Bot.) = *labell* f.-où

LABELLISER (20°) = *labelizet* (pp /-aet)

« **LA-BÈS** » (arg. beur / *la-bâs* < لا باس - pas mal, beau\coup) > « LA »

LABEUR (12° *labur* < *labor* lat. : peine id. - ie & *rabh* sanskr. & a-*rabh* / *Arbeit* all. – gall *llafur*, irl *obair* / *ober* & *opera* lat. ; C. *labour* = *trauell*, GR *divar bouës o labour...*) **LABOUR** n.-ioù : *daou labour / labour vat* (du beau travail & de la belle ouvrage) ; **TREVELL** (& *travell* NF Travel) : *pebezh trevell ! / STREUVELL* m.-où (fig. & var. Go *streubeul* & *distreubeul...*)

LABEURE (Ronsard 16° - S3 < vb *labeurer* = labourer > **LABOURE** - aze) e *labour*

LABIACÉES > **LABIÉ**

LABIAL,-AUX,-E (16° < *labium* lat. ; C. *gueus labium* & GR offre labiale a c'henou, gall *gwefus* - lip) **GWEUS**^e / (an) **DIWEUZ**^{*} : consonnes *kensonennoù gweus*^e (& cf. / *muzell*)

LABIALISATION (19° - n.vb.) *al labializañ*

LABIALISER (19° - Phon.) = *gweuziekaat*^{*}

LABIÉ,-E (17° < lat. / NF Gueusiec) **GWEUSIEG**^e / **GWEUZIEK**^{*} (ad. / m.-ed f.1 labiées)

LABILE (15° < lat. ; GR *gad*) : mémoire labile *memor gad* (Pll<YP *spered gad* & NF / *linkrus*)

LABIODENTAL,-AUX,-E (20° Phon.) *gweus-ha-dent* & (une) *ur gensonenn gweus-ha-dent*

LABLAB (لابلاب = *dolic* < *lierre* < l'hiere, & *liseron*) =

LABO (dim. / **LABORATOIRE**) = *labo* m.-ioù : *stag ouzh hon labo* (CRBC Brest-R2)

LABORA (fr-prov. - vb labourer / NF *Labory* & *Laborit*) > **LABOUR**

LABORANTIN,-E (20° < all.) *paotr-labo* m.-ed f.1 (& *mevel / matezh labo*-ioù)

LABORATOIRE (17° < supin vb lat. ; GR *labouradeg* – gall *labordy*, irl *saotharlann*, basq. > *laborategi / laboratorio*) **LABO** m.-ioù < **LABORATOUER** m.-où / (appr^t / *lab*) *laborenn* f.-où & (néol.) *labourva* m.-où (& *lab(ig)* cabane de champ Pgt, NL *labou* - Cad. Pll / Li<YR *remises laborenn*, sommaire *lobitern-iou* & *skiber* - NL *Squibernévez* - Pédernec T)

LABORIE (NF - var.) > **LABORIT**

LABORIEUX,-SE,-MENT (13° < *laboriosus* lat. ; GR *labourus*) **LABOURUS** : *micherioù labourus* (Ph), (personne laborieuse) **LABOURER** m.-ion f.1 & ad. : *n'eo ket gwall labourer* ; classes laborieuses *klas^sadoù labourerion / labourizion* (W & *oberiant* actif)

LABORIT (NF & *Laborie*, *Labory*) > **LABORA**

LABORY (NF - var.) > **LABORIT**

LABOUR (12° *labur* / *labor* sens agr. 8° - ie / *rabh* sanskr. & all. *Arbeit* ; gaul.-celt. *aratr-* < ar - ie ; C. & GR *labour* & *aradurez*) **AR** m. : vous êtes en plein labour ? *war an ar emaoe'h ?* / n.vb., *labours* (coll.) **TRO(I)ADEG** f.-où : *troiadeg-douar* (Are & Ph) ; *labours* de friche **DISTRO GOZH** f.-ioù-kozh (T<JG), (labour après la moisson) **TORR-EOST** m. ; pl. **DOUAR ARET** & (*douar*-où) *nevez droet* ; cheval de labour *ur jô labour* & *chô / marc'h labour* (& fig.)

LABOURABLE (14° / vb ; gaul.-celt. *olca* > *ouche*, NF *Desouches*) **LABOUR** : *douar-labour* & (M.17° / non labourable & (froide) / chaude) *douar (di)stu* < *stuz* (& Ph / *douar put* & *douarou* *brein, yen* - Plouigneau Ti<RKB)

LABOURAGE (13° ; GR *labouradur* & dresser taureaux au labourage *pleustri cozleou* fig./marié) **ARADENN** f.-où, (concours) **ARADEG** f.-où & 2, (techn.) **AREREZH** m., & *labouradur* m.-ioù (*labourerezh-douar* Ph agriculture)

LABOURÉ,-E (pp) **ARET, TROET** ; terre fraîchement labourée **DOUAR BEO**^o (T<JG *neve' droet*) & terre non labourée *douar kri'* (Prl)

LABOURER (10° *laborer* < *laborare* lat. & 12° travailler – à la charrue trad. / arer - ie ar-) **ARat**^{*} : *arad^e an douar*, (usu^t Ph) **TROIñ DOUAR** : *dont a ri du-mañ da droiñ douar* (Pll / Prl *troein douar*), labourer l'opinion (fig.) **LABOURiñ** (*meno / spered an dud*), il lui laboura les côtes *labouret en doa e gostezioù (g' e ivinoù)* ; labourer en planches **ERViñ douar** (T<JG), labourer léger **REGal** (& *kignat*), profond **SOC'HELLat**^{*} (& *endonañ* effondrer), transversalement **TREUSKIZat**^{*} (VBF p15 *digoriñ douar, digeri^o klaz, diskantañ, disklosañ, distripad, enantiñ, finouc'hellañ, fojal*)

LABOUREUR (12° ; C. *labourer* & GR) *ARER, TROER DOUAR* m.-ion f.1 : *pa oa bet an droerion douar du-mañ* (Pll-Prl *troier douar / labourer-douar* agriculteur & cf. T<JG *troc'her buzbug, troc'her lann*), *Le Laboureur et ses Enfants* (La Font. 17° > Comb. 19°<DD) *Ar Labourer hag e Vugale*

LABRADOR (19° chien de Labrador "Terre du laboureur" 19° – NL & minerai) = (KI) *LABRADOR* m.-ed

LABRE (18° < lat. – 'vieille' : poisson = tourd 17°) *GWRAC'H* f.-ed : *tapet ar wrac'h er c'havell* (adage T<JG), pêcher le labre *GWRAC'HETA*

LABRI(T < NL Landes – chien berger des Pyrénées / basq chien de berger *artzain txakur*) e *labri*

LABROSSE (NL 45 < broccia / broccos *broc'h*) =

LABROYE (NL 62 < La Broye / gaul.. briga : fort) =

LABRUGIÈRE (NL Tarn < la bruyère gaul.. uroica / *BRUG* & NL Brugou, Kervrug)

LABURNUM (lat. & angl. / cytise - irl *beallai francach* /b'ali:/, gall *tresi aur*) =

LABYRINTHE (16° < lat.-gr λαβύρινθος / labúrinthos < *da-pu₂-ri-to-* en mycénien de Knossos – cf. Dedalus / Minotaure ; gall > *labirinth*, irl > *cathair ghríobáin* /kahər' gr'íva:n/ : *maze*, basq. > *labirintu* ; GR *mil hend dall, ty dedal & luy, reustl-ou*) *MILENDALL* m.-où / *MIL HENT DALL* m. (fig. & *luz-*, *reustl / rouestl*)

LABYRINTHIEN,-NE (Med.) = *labirintian*

LABYRINTHIQUE (16° - *hent*) *DALL-NET*

LABYRINTHODON(TE - gr ὀδόντος dent / labyrinthe) = *labirintodont* m.-ed

LAC (12° < lacus lat. : fosse - ie gr λάκκος & λάκος déchirure vb λακεῖν, all. *Lache / lachen* vb inciser & *loch* gaél.-irl *Lough* ; gaul.-celt. lacu- & locu NL Penne-locos Léman > *Laku-ak* basq. pl. / v-irl *Cenn-locho* & gaul.-celt. - f. - linda / lindon - m., v-irl *lend*, v-br *lin, linnou*, gall *llyn* ; C. *laguenn, lenn / ftang*, GR *lag^uenn* marais boueux – ALBB n° 426) *LENN* f.-où : *emaer e-soñj ober diw^e lenn* (Lémézec Pll deux retenues y sont en projet c1980), (plan d'eau) *LENN-DOUR* f.-où- (cf. Lindour NL Cast), (lac de... & fig.) *LENNAD* f.-où : lacs de sang *lennadoù gwad & lennad-zour*, (syn. - fig.) *LAG* coll.-enn-où (cf. Laouenan 1830 *lagan / lagenn*), tombé dans le lac *aet er c'hleuz & el lag* (L) ; il n'y a pas le feu au lac 'ma ke' ar mor 'tont war an douar ! (A.Guellec<F3) ; les Grands Lacs *al Lennoù Bras / Meur* (basq. – Vitoria-Gasteiz NL pl. *Lakuak*) & Le Lac (titre de Lamartine 19° / *Lake poets & Lake district* NL GB) *Al Lenn / Al Loc'h* (NL Léman etc. / NL>NF Kerloc'h, Le Loc'h), Lancelot du Lac *Lanzelot al Lagan* (19°) > *Lañs(e)lod al Lenn...*

LACAM / LACAN (NL Hérault < oc : *la calm* – lande rocheuse) =

LACANAU (NL Landes < oc : canal, Lakanal / *kanal & kanol*) =

LACASSAGNE (NL < cassanos gaul.. > Cassan) > CHÊNE

LACAUNE (NL Tarn, Tarn & Garonne / grotte) > CAUNE

LACAZE (NF oc / casa lat. & cf. / gallo cez : chez) > CASE

LAÇAGE (19° - n.vb. : al) *LAS^SAN* (*boteier & tavañjer...*)

LACEMENT (17°) *LAS^SEREZH* m.-ioù

LACER (13° < lat. & gr λάκερος vb λακεῖν ; GR *laçza, preнна*) *LAS^Sañ,-iñ* : *las^s da votoù 'ta* (& lace toi donc / *las^sennañ* enlacer), quand son tablier sera lacé *pa vo las^set he zavañcher* (trad. Dp)

LACÉRATION (14° < lat.) *DIRAMPADENN* f.-où (& W *diroegadenn* déchirure / *rogadenn* Prl-Ph)

LACÉRER (16° < lacer lat. - déchiré ; GR *roëga & reuga*) *DIRAMPañ,-iñ* : *dirampet oa bet an afichoù* (Ph / déchirer *dirog-* & *diregi*° < *ROG / REG...*)

LACERIE, LASSERIE (19°) *LAS^SEREZH* m.-ioù (cf. NF Dilasser / *gwedenn*)

LACERON (GR plante) > LAITERON

LACET (14° dim. / lacs < laqueus dim. / lac - noeud coulant ; C. *lacc* = *lintac / lindac & coubl guelteff an ty*, GR *laçz-ou seyz, seyzenn-ou & lyetenn-ou, scyntès, nahenn-eü, laçz reder, rincler*) *LAS^S* m.-où & (Mat.<JM) coll.-enn-où : *las^soù da / e votoù, tapet en e las^soù* (pris dans ses lacs & *lindag, linenn*), (& tournant, virage - Ph > bretonnisme des 'kornblegenn') *KORNBLEGENN* f.-où : *kornblegennoù hent an Uhelgoad*

LACEUR,-SE (13°-18° ; C. *lacer*) *LAS^SER,-OUR* m.-ion (f.1 & lieuse / NF Dilasser)

LÂCHABLE (ad. - Internet) *LAOSKAPL* (*LOSKABL - d'an oad-se*)

LÂCHAGE (19° - n.vb. & var. : *al*) **LAOSKEL** / **LÔSKEN** (*bombchoù & laoskidigezh, diles*)
LACHAVE (arg. : se lachave / s'en aller < lev* & NL Coatléau etc.) **MONT LEO**^o
LÂCHE,-MENT (12° < lat. / laxatus & latus pp vb languere - languir - ie ; C. *laufq* latus, GR *lausq, distenn & gorrecq, lent, grand lâche labasqenn, landreant / digalon*) **LAOSK** (**LÔSK**^o) : le filin est trop lâche *re laosk eo ar fun, brezhoneg laosk, traoù lôsk, savet laosk* (Ph toutes choses relâchées & *labaskenn*), (fig. - pleutre) **DIGALON** : *tud digalon !*, (trad.) = **LACH** : *terrubl meurbet da gachan lach !* (*Disput ar c'hog hag an horolach* - Iann ar Gwenn je te trouve terriblement lâche & Pll<GC / *distard, distenn, fr(a)ost & rouez clairsemé*), **Lâche(s)** NL (lisca - lat.) var. > **LAÏCHE**
LÂCHÉ,-E (pp < vb) **LAOSKET** > **LAOSKEL**
LÂCHER (11° < lat. popul. laxicare / laxare & latus pp ; gaul.-celt. lung- / gall *dillwng, ellwng* ; C. *Laufcaff*, GR *lausqa / leusqeul: ar prunos a lausq ar c'hoff, & distarda* - ALBB n° 429) **LAOSKañ,-iñ,-el** (**LEUSKEL,-iñ** / **LEUSKEL** base **LAOSK-** (**LÔSK-**), **LESKEL** hybride **LESel**) : lâcher la bride *laoskel ar brid (war he moueñ), laoskel un tenn, ur griadenn* (T<JG lâcher un tir, un cri), *leuskel kanaouenn* (Pll<PM s'exprimer en chanson / L<MM lâcher la pression *leska diwar he halon*^o), vous me lâchez ! *laoskit 'hanon !* ; (lâcher : péter euphém.) *laoskel a rae diwarnañ*, (n.vb.) lâcher de pigeons : *ur laoskel pichoned* ; (relâcher) **LAOSKAat*** vb 2 : *laoskaad^e ar gordenn* ; (lâcher prise & fig.) **DISKROGiñ** **DIOUZH** (**DISKROG** do' ud Prl / **DISKREGIÑ** base **-KROG**) : lâcher sa faucille, son métier (Pll) *diskrighi' deus ar falz, diskrogiñ diouzh e vicher*, (point de couture) **DIFLIPañ** (*gwri* T<JG & bout de banc / *dilaoskel abandonner*) = *ma lache, bout lachet* (W<PYK) ; ne pas lâcher q^{un} (le houspiller etc.) **TARANial** (Pll / Prl) *toronial do' ub & lâche-moi kerzh diwar-dro / diwar ma zro !*, & (la grappe Ph) **DIRIOT** (*din*) ! **DISARMONIT** *din 'ta (Mamm) !*
LÂCHETÉ (12° < ad. ; GR *lausqentez, lachadurez*) **LAOSKENTEZ** f.-où / **LAOSKONI** f.-où, (*an DIGALON*, & (*an dra-se*) *a vije bet eul lachete eus va ferz* (L 1900))
LÂCHEUR,-SE (19° dér.) **DILAOSKER** m.-ion f.1 (cf. NF Dilosquer / NF Le Délézir Arv.W) & (arg. « lâcheur de cageots » : de pets > péteur) **BRAMMER** m.-ion f.1 : *koz^o brammer !*
LACIS (12° - lacs & suff.-eis ; gaul.-celt. uitu- & cenc - gall *cainc* - *Mabinogi* & NF<NL Quinquis, Quenquijou - div. Carnoët / ken- & gaul.-celt. - D. - ce(n)c-toria) **KENKIS^e** f.-où,-jòu : *Kenkijòu* NL, (branchages) **GWEDENN** / **GWIADENN** f.-où
LACOSTE (NL & NF < oc *la costa* NF Costa lat. : versant)
LACONIQUE,-MENT (16° < gr NL Laconie - Λακωνία - Péloponèse - cf. "*ma alouban Lakonia e vefet distrujet*" eme *Fulup Makedonia* - (*respont lakonik* : "*ma !*" - gaul.-celt. birros / *béret basq.*) **E BERR GOMZOÛ** / **BERR-HA-BERR**, (*respont*) **BERREK***
LACONISME (16° - appr^t) **BERR GOMZOÛ** (pl. / Laconie) */-ism* m.-où (& *berregezh komz* f.)
LACQ (NL 64 < NL gaul.. Laccos - Rob. NP) =
LACRYMA-CHRISTI (vin Sud It. < ital.) =
LACRYMAL,-AUX,-E (14° *lágrima* esp. < *lacrima* lat. < *dacrima*, gr δάκρυ & tagr goth., anc.h^t all *zahar & tear* angl. / celt. - gall *daigr, dagar & daer-aou-enn* - Littré ; v-br *dacr-* > *dazrou*, v-irl *dér* > *deor* - ie / gr LF 126 ; GR fistule lacrymale *lagad ber, gor*) **LAGAD BER**
LACRYMO (*lacrima* lat. - ie : larme & *lágrima*) = *al lakrimo* (m.)
LACRYMOGÈNE (20° < lat.-gr - ie / *daer-aouiñ*) = **LAKRIMOJEN** : *gant greunadoù lakrimojen / leizh n'ouzon ket ped muzetenn* (Pll<YP)
LACS (11° /la/ < lat. - remplacé par lacet - dim. ; C. *lacc*, GR lacs d'amour *coulm a garantez*) **KROUGLAS^s** m.-où */-lazz* f.-où (gall *croglath & lindag* KW collet - piège)
LACTAIRE (17° - champi.) > **LAEZHEG** (coll. */-ell* - Go & var. Ph */-enn*)
LACTATION (17° < lacto- lat. - ie ; gaul.-celt. *beru-* & *uo-bera* NR > *ber, de\ver*) **DEVER** m.-où : *ar vuoc'h zo aet he dever diganti*
LACTÉ,-E (17° pp ; C. *laezaff*, GR veines lactées *goazyed laezecq*) **LAEZH(ET)** : *askol laezh(et)* ; la voie lactée (pl. *hent* - gaul.-celt. sentu - ie) **HENCHOÛ SANT-JAKEZ** / **HENTOU SANT-JALM**
LACTESCENCE (19° < lat.) **LAEZHEGEZH** (f.-ioù & laitue - loc^t)
LACTESCENT,-E (18° < lat.) **LAEZHEG** */-EK** : *askol laezh(ek)*
LACTIFÈRE (17° < lat.) **LAEZHUS**
LACTIQUE (18° - gall *llaethig* : *lactic*) *laezhig* */-ik**

LACT(O)- (lat. - lac,-tis - ie / gr γάλακτος galaktos, gaul.-celt. lact(is), C. *Laez*, gall *llaeth* & *llefrith* / *lacht* & *bainne* irl. / *banne* - *laezh* !) =

LACTOMÈTRE (19° & galacto- gr) *laktometr* m.-où (& pèse-lait *pouezer-laezh*)

LACTOSERUM (20° - petit lait - T<JG) *DOURLAEZH* m.

LACUNAIRE (19° / lacuna) *TOULLEK** (& NF / *TOULL* - ad.)

LACUNE (16° < lat. & lacus / laguna ; GR *spaçz goullo*) *TOULL GWENN* m.-où : *toulloù gwenn en he memor*; (Pll<PM), *MANK* m.-où (T<JG & Ph) ; (sabot de cheval / NF) *kombod* m.-où

LACUNEUX,-SE (18° - dér.) *MANK* (ad.)

LACUSTRE (16°-19° < lacus / NL & NF Palud) *paludenneg* /-ek*

LAD (19° < angl. & norrois *ladd* / *hose*, *sock* – gall *llanc* = *lank(on)* gaillard, irl *garsún*) = *PAOTR(IG MARCHOCHI* m.-où / *marchosi* m.-où)

LADANG (Asie S.E. : culture sur brûlis NL *SUILH*) =

LADANUM (lat. < gr & لادن : *ladan* ciste) =

LADIN (19° rhéto-roman < latinus) = *ladin*

LADINO (judéo-esp. < castillan des Juifs expulsés d'Espagne – *El Andalus* > Afr.N.) = *al ladino*

LADITE (en question) > LEDIT...

LADRE,-SSE (12° < lat. eccl. / Larazus hebr. & NP < Saint Luc – v-br-gall *lobr*, *louor*, gall *llofr* f./m. *llwfr*; C. *loffr* ladre, lazarus, GR *lovr*, *lozr*, *lor* : *tud lor*, *malord*, ladre vert *lovr-pezel*, *scantenneyen* & *cacous*, *lozr-brein* & *moc'h lovr*) *LOVR* > *LOR* (O ouvert /lɔ:r/ Ph / T "laour" & *Al laoures Mari Derrien* – Luzel 19°) : *tud lor* (Ph veule / avare) *PIZH-LOVR* /'pizlɔr/ (Daoulas KL & /'pizlus/ Irvilac < RM - *pizh-lous*), ladre vert *LOVR-BREIN*, *LOVR-PEZHEL* (& dégueu' - *loup*, *skanteg* / *skrag*n & NF Le Scraigne, animaux - ladres - *gourc'heet* pp / vb *lo(v)ri'* & *dilori'* Ph)

LADRERIE (15° ; v-br *lebred* / *leffryen* pl m-br – lèpre) *LOVREREZH* m. / *LO(V)RNEZH* f. (Ph) ; (léproserie) *LOVRDI* m.-où (NL Clandy,-dry / Claondy Ph) ; (animaux - porcs) *gourc'he* (m.)

LADY (angl. < *hlæfdige* / *loaf* & *dough* – irl *bean uasal* : *ben uhel*, gall *bonesig* & *merch fonheddig* = *ur* « lady », *maner Lady Mond* (Mari Manac'h he anv plac'h yaouank – Benac'h) & *Mylady* > *M'itron* ; *Lady of the Lake* (légende / Dame blanche – légende gall. *Llyn y Fan Fach*) > *Itron al Lenn* (& *Itron wenn* / *Itron zu* - KL<CS)

LAENNEC (NF < *laennec* & *lennoc* / gall *lleñnog* lettré Lar. < vb *LEen* = *LENN* / *lean* NL) =

LAETITIA (prén. < lat. / *Levenez*) =

LAFARGE (NF < forge - oc) > *LAFARGUE*

LAFARGUE (NF / farga... oc forgue / forge) =

LA FEUILLÉE (NL - foliata lat. < *an Folled*) ar *FOUILHEZ* (& /a'vuj°/ Ph)

LAFIT(T)E (NF < fito oc borne / fiche en terre) =

LAFORGUE (NF < forga oc = forge Rob. NP) =

LAFON(T & var. NL oc < la font = fontaine) =

LA FONTAINE (Jean de la Fontaine / Yann) ar *Feunteun* : *fablennou Yann ar Feunteun*

« **LAFORMLA** » (arg. - arsenal Brest : j'ai la forme / Big.) *startijenn zo* !

LAGAYOU (poisson tropical / NL Lagayoun العيون *Al'Aiūn*, *El Aaiūn*, *El-Ayoun* - berb.: sources - *râs el-aioun* pl. / *Ain* - NL) = *ul lagayou* (m.-ed)

LAGNY (NL Oise /-le-sec – lanon gaul. : plein *lan*, *leun*) =

LAGON (18° < it. / *lago* lac) *MORLENN* f.-où (& NL *Lokemo* T ar *Vorlenn* / *Loc'h* & lagune)

LAGOPÈDE (18° lat.<gr pied de lièvre – grouse Écos. & irl *cearc fhraoigh* /k'ark ri:ɣ/ 'yar vrug') *kog haleg* m.-où, lagopède des Alpes *kog an Alpoù* (& *kejer*, *kigi* / *killhog* m. *kilheien*)

LAGORCE (NL Ardèche, Gironde – gaul.. *gortia* haie < enclos D 154 / (*li*)*orz*h < *lub-gort*) =

LAGRAVE (NL Tarn < gaul. *graua*) > *GRAVE*

LAGUILLER (NF<L'Aguiller / aiguille *aguilh*) =

LAGUIOLE (NL Aveyron < oc *gleisolia* église & from., marque de couteau) = *ur lag^uiol*

LAGUIS (18° < l'agui - "noeud de chaise") *SKOULM KADOR* f.-où

LAGUN (basq. & NP : camarade, compagnon > marque : oui... *bai*, *laguna* !) = *ya*, *kamerad* !

LAGUNAGE (20° - n.vb. / lacuna lat. & NL Poul- : ar) *POULLADAN*

LAGUNAIRE (19° - NL-NF Kerloc'h) *LOC'H*

LAGUNE (18° < vénitien *laguna* < lacuna lat. & lacus ; gaul.-celt. locu & Penne-loco / Léman D. & irl Lough NL-NR / Loch Ness etc.) *LOC'H* f.-ioù,-où & *lec'hier* (étang côtier NL,NF *al Loc'h* & NF<NL Kerloc'h Ki, Le Loc'h & NL Le Quellen - Pleumeur-Bodou *Kellenn* MB / Helloc'h NL - E < *hen loc'h* / NL Morlen : le Vorlen *ar Vorlenn* Locquémeau T<JG & Le Dourven & Dourlin...)

LA HARMOYE (NL 22 / E<HH : *Lann*) *HARMOED*

LÀ-HAUT (15° - NALBB n° 19 - en haut) *OUZH KREC'H* (TK > *skrvec'h / straou*), *WAR-LAEZ* (Ki-L / Laë Dp & Li *or-laez* / var. Wu *AR-LUE*), *WAR-LEIN* & là-haut sur la montagne *war lein(ig) ar menez* (& NL Ph Lein ar menez & "Leign ar miné" / Prl *BA LEIN* & Ph *en nec'h / e krec'h* & Dp *el lae'*, *el lein* & W *a-uhel* / relig.)

« **LAHNOUCH** / ARHNOUCH » (arg.beur < الحيش *al-hanas* [ʃ] pl. احياش > 'lahnouch' : serpent – non venimeux, couleuvre > "v'la lahnouch !" : 22 les flics !) *flikaj lo ! (naered / naeron)*

LAI (1 - 12° / celt. Rob. & Lar. – irl *laid* > *laoi* /li:/ : *the lay, narrative poem* & v-norv. 'lioda bok' LF cf.-*lae* & NF Le Laë / Ti-laë NL Dp & Le Lay, Floc'hlay / matière de Bretagne *son & gwerz* – gall *cân* : *lay & layes* Chaucer 14° Franklin's Tale 'in Armorik, that called is Britayne'), les lais de Marie de France *sonioù Mari a Frañs* ('contes... Dunt li Bretun unt fait les lais' - Prologue / 12 lais dont de Guiguemar, Equitan, Le Fresne, Bisclavret, Lanval, les Deus Amanz, Yonec, Laüstic *Eautic*, Milun, le Chaitivel, del Chevrefoil, Eliduc cf. NP & Ysopet) & les vers d'Ivonet Omnès sont-ils un lai ? (c1330 *vn amoric iolivic - un amorig iolivig*) *Hag ul 'lae' eo sonig Ivonig Omnes ?*

LAI,-E (2 - 12° < lat.-gr ; GR une cour laie *ul les licq*, soeur laie *c'hoar licq*) : frère lai (convers / NF Convers - E / NP Likès - Kemper) *breur lik*

LAÏC, LAÏQUE (15° < lat. eccl. & gr λαϊκός *laikos* < λαός peuple / klerikos - lai : clercs et lais ; C. *lic* laicus & GR *den licq, consailher licq / a ilis*) : *er skol laik* (& *skol an diaoul / skolioù dibater*) **Kannadig** Treglonou < MM & cf. Chopin c1920 "ce sont le sgens sans esprit qui voient le diable au Guilly" - école protestante < Gallois c1900 - *an dud dispered an heni a wel an diaoul er Gilli - ru'*), ce sont des laïques *laiked int*

LAÏCARD,-E (péjor.) *laik-laik / gwall laik (& laik-fall) !*

LAÏCAT (19° - pl. / NL Likès - Quimper : *al*) *liked*

LAÏCHE (11° anc.frç *eske* < lat.popul *lisca* Rob. ; C. *hefq* lesfche, carex, GR lai(s)che *hesq* : *toenn hesq, torchenn hesq*) *HESK* coll.-enn : *un doenn hesk oa war e loch* (Pll / Prl *heusk*), *Liv ruz an hesk* (titre YG), *Poull Heskenn* (NL & *broen-hesk* scirpe, *hesk bihan* = *yeot-fla(ñ)ch* YEP – BN)

LAÏCISATION (19° - n.vb. : *al*) *LAIKAAD*

LAÏCISER (1870 / laïc - Ferry) *LAIKaat**

LAÏCISME (19° = *-ism*) m. / *likelezh* f.-ioù

LAÏCITÉ (19° - Renan) *laikelezh* f.-ioù

LAID,-E,-MENT (11° < frq / anc all *leid*, angl. *loath* ; gaul.-celt. Sacrapos NP mauvais oeil / C. *hacr-* & v-br *mal-* LF, m-br *dyualau, diualo*) *DIVALA*(V* – E /di'va:la/), *DIVALO*° (KLT dim.-ig) : *ur plac'h divalaw^e, divala' an amzer, skrivet divalav, o divalo !* (Ph), très laid *divalo-ki* = *divalo-mezh* (T<JG / Li<YR) *divalo-pest / lous-pest & loudour (-pest)*, (vilain – C., GR / *bilen*) *VIL* : *pegen vil eo-eñv ! & ur vilez* (f. Prl), très laide *vil-kollet* ; le beau, le laid *ar gened hag an digened* (cf. NF Quénet Pll /ar'ge:nəd't/ & Prl *diharak / dizharak* E)

LAIDERON,-NE (16°< laid ; GR *vilg^{en}, strodenn / stroton*) *VILBEZH* m.-ioù (& sens f. = vilgen mocheté) & *pezh vil ! (braz ha vil - /braza'vil/ - jeu de mot / "Deu Gol") / tra divalo ! (m.-où)*

LAIDEUR (13°) *VILDED* f.-où / *VILDER* m.-ioù (cf. L *viltañsoù*) & *divalavded* (f.) / *an DIVALO* (& *divalawaj / divalawamant, divalaverezh* - sens div.)

LAIE (1 - 12° < leha frq c800 / m-all. *Leihe* ; C. *Gues* truie, GR *guës-gouëz, guïsy-gouëz* – حلوقة الغابة *halloufet el-rrâba* truie de forêt / *hallûf* porc, sanglier < singularis (porcus) & *jabalí* esp. < جبل *jbel, djabal*) *GWES^e GOUEZ / GWIZ* (G)*OUEZ* f.-i, *gwiji gouez* (Ph / Prl *gweisi*) : *ur wiz gouez* (T<JG / conte Luzel 19° *Ar wis ouez*)

LAIE (2 : layon / layer vb – NL & var. Laye, Layée & Layon – Saintonge / ligne) *LINENN* f.-où : *al Linenn (kreis Koad Freo & al linenn vras)*

LAIE (3 : marteau tailleur de pierres) *ROLLIG* m.-où

LAIE, LAYE (4 < *laeya* - neerl. / orgues) =

LAIGNE (NL 17 / lanon gaul. : plein *lan* / *leun*) =

LAIGNEL (NF & Lagneau / (Le) Noan) 'n Oan

LAIGNY (NL Aisne 02) > LAIGNE

LAIMARGUE (gr - requin Groenland) *laimargos*

LAINAGE (17° < laine ; GR *gloanaich*) *GLOANAJ* / *GWLANAJ* m.-où,-achoù & lainages *gloanerezh* m. (Ki<GG), *gloaneier* pl. (T<JG) ; (pull & chandail / *stamm-enn*) *TAMM GLOAN* m.-où : *lak un tamm g^wlan 'ta !* (Pll)

LAINÉ (12° < lana lat. - ie *wlna - BS / flanelle < celt. ; gall *gwlân-en*, irl *olann* : wool ; C. *Gloan*, GR *gloan,-enn-ou* - NALBB n° 475 laine /glã:n/ Ph, Lu, Wi & /glwã:n/ ailleurs) *GLOAN* m.-où,-eier & coll.-enn-où : teindre la laine *livañ gloan*, *g(w)lan zo war ar peches^e* (il y a comme une laine sur le spêches & *gloanig* molène), brins de laine plus clairs *gloanennoù sklaeroc'h* & laine achetée *gloan-prenañ* (T<JG), laine défaits *PITROUILHEZ*^o* (T<JG), feutrée *gloan foutinet* (T<JG & *saèoù gloan* chandails, *stamm gloan* / *tamm g^wlan* Ph lainage, pull, NL Le Gloan Pll id.) ; laine de verre *stoub* (*gwer*) m. ; il se laisse manger la laine sur le dos *hennezh a vez touzet aes*

LAINÉ (13° & se couvrir de laine) *GLOANAñ,-iñ*

LAINÉRIE (GR *gloaneg^{ez}*, *gloanery* - activité) *GLOANEREZH* m. & f.-ioù (lieu, magasin - syn. / NL) *GLOANIRI* f.-où

LAINÉUR,-SE (18° - dér.) *GLOANER,-OUR* m.-(*er*)ion f.1

LAINÉUX,-SE (16°) *GLOANUS*, (ad.) *GLOAN* (cf. NF Pengloan & Le Gloan / (Le) Gloanec)

LAINÉRIE,-ÈRE (13° ; GR *marc'hadour gloan*) *GLOANEG* (NF & Le Gloanec / Le Gloan Ph / *GLOANENNEK*^o*) ad. m.-ien f.1

LAÏQUE (f.) > LAÏC

LAIR (NF 22 / l'air) > AIR...

LAIRD (Écosse lord irl *tiarna* : *tiern* gaul.-celt. Vortigern & var. Wortiguern - tigernos - teyrn gall *monarch brenin king*) = *perc'henn tir* m.-ed / *EUTRU* m.-ed (var. W / *AOTROU* & *aotro(u)ne^z*)

LAIS (12° / legs) *laes* m.-où ; (Mar.) *GOURLENIAD* m.-où, (métonymie) *KORREENNOÙ* (*MARE*) pl., *RASKLENN* (*an aod*) f.-où, (lais d'algues - *bezhin*) *DIROLL* ad. & m.-où : *an dirolloù* (Li<YR & *bizin diroll* / *dichal,-adur* laisse & *an aod vew^e*, *tevenn* NL le Téven, Rostevennec)

LAISSE (12° < vb ; GR *roll*) *ROLL* m.-où & coll.-enn-où : *rolloù chas*, tenir en laisse *rollañ chas* ; (mer) *DICHALADUR* m.-ioù, *DICHALOÙ* pl. (vb *DICHALA^o* / fort coeff de marée), *GOURLEN* m.-où (laisse de marée haute & étale de marée haute / *morizeloù* / *ijelvor* Li étiage & *rez an dazre*)

LAISSÉ,-E & laisser-courre (Vén. < Lar.) *lez da red* / laissées (v-br & m-br 14° *mous orven*) *MOUS* coll. : *mous* (*moc'h gouez* /-*MOUZIG*) & laissé(e) pour compte (*ud chomet*) *EN DILERC'H*

LAISSER (9° < laxare lat. / *laxus* & lâcher < *laxivare* fréquentatif - ie / *slack* angl. & germ. ; C. *Lefell*, GR *lesel* : *lesel da ober*, *da vont*, *lesit-eñ* & *list !* < *lesit*) *LEZel* (parf. - var.) *LESKel* (Ph / lâcher *LAOSKañ*, *LEUSKel* / *laesañ* léguer > lâcher ALBB n° 429 - Li<YR *LAOSKeur* / *LESKeur*) : laisse les tranquilles *lez anezhe trankil* (*sioul !* - "okalm" sms hum^t / au calme), laisse moi passer *lez 'hanon da dremen*, ils se laissent aller *en em lezel a reont da vont* (& anc^t GR *diskouloumañ an akuilhetenn*), ils ne vous ont rien laissé *n'o deus lezet mann ebet ganeoc'h* (& légué /lèsət/ *laeset* : *laeset he zi* - Ph & s'il la laisse vendre *ma lesk anehi da werzhañ*) ; laisser faire *lezel da ober*, *da gas* / *da vont* & *da fila^o* ; laisser dire *lezel da lavaret* & se laisser dire *lavaret e vez* (*din*) ; laisser tomber *lezel da gouezhel* / *goue'o* (Ph / Wu<Drean *leuskel a kostez*) *laosk a-gostez !* & laisse tomber (béton - verlan / trad.Ku - T<JG & Ku *les 't-hañ les 't-hi* / *bazh an arar zo ganañ* & *ganti*) *les-hañ* / *les-hi* / *les-hè* & (P2 /-it) > *list* (*da vont*) ; il ne laisse pas sa part aux autres *ne laosk ket e lod g'ar re 'rall* (W<Drean/Ph-T) ; laissez-moi rire *fent a rit ganin* (-me! Ph) ; laisser pour compte *lezel ub en dilerc'h* ; il ne laisse pas (de...) *ne c'hwit ket* (*da ober*)

LAISSER-ALLER (18° / vb - B. 1907 *laoskentez... en penn ar Frans*) *LEZOBER* m.-où / *LAOSKENTEZ* f.-où, *DISOLANÑS* f.-où (KW<PYK) ; (personne) ayant tendance au laisser-aller *amles* ad. /-*lez*^o* m. & (Ti<DG qq qui laisse tout traîner, en plein désordre) *lezorek*^o* (& Ph *lizourek* = *lezirek* - Li / fam^t Li<YR) *FLIK-FLAK* (*flak* Ph mou & fig. / pp *flaket*, *falkenn-où*)

LAISSER-FAIRE (Polit. - calque & déverbal) *LEZ-OBÉRIE* / *FLIK-FLAK* (m. - hum^t)

LAISSER-PASSER (17° / Ausweiss - all. & 2021 *Pass* / passe) *TREMEN-HENT* m.-où

LAIT (12° < lactem / lactis lat. – ie / gr γάλακτος galactos ; gaul.-celt. mesgos petit lait gall *medd* : *wey* = *mez* / lait doux - lemisionia PYL 92 & m-br *queusvez* / *keus*^e, v-irl *lemlacht* > *leamhnacht* /l'aunaxt/ / *new milk*, gall *lleflaith* & *llefrith* : *livrizh*, *llaeth* - N/S ; C. *laez*, GR *laez bioc'h*, *laez dienn*, *laez cauled*, *livriz* : *laez doucz*, *goëll-laéz* & *laez goëlllet*, *dour-laéz* : *guympad*, *Eva laez goude guïn*, *hennez a so binim*) **LAEZH** (LÉZ°) m.-ioù,-où & coll.-enn-où : *bleud* (& *poultr*) *laezh* (syn. Ph), *dent laezh*, *riz dre laezh*, *kafe laezh*, *breur laezh* (& *breur-mager*), c'est un blanc-bec *gwaskañ war e fri ha 'tay laezh e-maes*^e, *laezh-bleiz* euphorbe, lait de chaux *laezh raz* (& *dourlaezh*, *dourad*, *laezh glas* petit lait Prl *lae'h passet*, *kaouled* caillebotte, *laezh kaouled* lait caillé, *kellaezh* / (*laezh*-)us colostrum, (*laezh*-)livrizh lait bourru, *laezh-dienn* (*koavon*) / *diennet*, *digoavonet*) écrémé, *l-gludenn* visqueux, *l-goeden*, gros lait, *goellet* fermenté, *gwelw aigri* (W & *put*, *trenk*), *gwendarzh* mari & *bourjon*(eg), *neudenneg* filant, *laezh-ribot* babeurre & *laezh-mesk* (Ki mélangé), *laezh-tro* tourné & *laezh bihan*, *druz*, *tew*^e (T<JG *laezh dous*, *grognoneg*, *gwipailhet*, *kaouled*, *livrizh*, *tro* & *adc'hor*, *dourlaezh*) ; il boit du petit lait *emañ en e zouar gwinizh* (Wi<FL), (arg.Chon < *mil^ok*) *milig* (& *sperme* / *zoubenn gas'ennaou got* (Prl) ; être au lait et au miel (arg.Afr. : au pouvoir) *laezh ha mel da heul*, (*ema*-) *e-mesk an tew*^e (*pennou-bras*)

LAÏTA (confluent Ellé & Isole > Atl. / *led*) **LETA** /'leta/ (HB) : entre la Laïta et le Blavet (NR KW) *etre al Laeta hag ar Blawezh*

LAITAGE (14° < lait ; GR *laezaichou*) **LAEZHAI** m.-où /-achou, **BOUED LAEZH** m. (Ph / Ki<GG > *boue(d)-laezh* & cf. W *bouedad* > *bou^dad*), **TRAOU LAEZH** (& *traou dre laezh*) pl.

LAITANCE (14° - dér. ; GR *laezenn-raz*, *raz sclær*) **LAEZHENN** f.-où (cf. LAITE)

LAITE (14° - var. ; GR *laezenn besq*) **LETEZ**^{*o} m. (& coll.-enn) : *letes^e pesked* (Ki)

LAITÉ,-E (14° pp ; GR *pesq laezecq* & *laezeg^ued* – poisson lait) **LAEZHEG** m.-ed /-EK* (ad.)

LAITERIE (14° / lait ; GR *laezères* & *arc'h / campr al laez* – activité) **LAEZHEREZH** m./f.-ioù ; (pièce de ferme) **KAMBR-LAEZH** : *ar gambr-laezh* (K<PYK / usu^l Ph<YR) **STAL-LAEZH** f.-ioù, **TI-LAEZH** m.-ez,-er (& *laezhdi* NL), (méton.) **TI-TRAON** m.-ez- (T<JG), (armoire à lait) **ARMEL-LAEZH** f.-ioù /-illi- (Fouen K<PYK) ; (usine) **UZIN-LAEZH** f.-où : *usin-laezh Milin ar Roue* (Ph)

LAITERON (16° < lacteus ; GR *laezeg^uez*, *lousaouënn al leaz*, *sta(o)n gad* / gallo « lait(e)ron » : petit qui tête encore - Plua Go / Pll Ph) **LAEZHEGELL** / **LAEZHEGENN** f.-où, **LAEZHEG(ED)** coll.-enn), **ASKOL-LAEZH** coll. (Ph / *turc'h* - Pll - sorte de pissenlit), **CHOC'H (LAEZH)** m. (Ku)

LAITEUX,-SE (16° < lacteus ; GR *laezecq* : *plantennou l.* & lactescent) **LAEZHEK**^{*}, **LAEZH** : *askol-laezh* & la mer se répand, laiteuse (JMG Le Clézio) *en em ledañ a ra ar mor*, *laezhet* /-ek* (vb *laezaff* - C. & NL Go/T élargissement aber du Trieux : *al Ledano*)

LAITIER,-ÈRE (13° ; GR *laezeresed* / *leahouresed* – ad.) **LAEZH** : *boued laezh*, *traou laezh*, (vache) laitière **BUOC'H-LAEZH** f. pl. **BIOÛ-LAEZH** : *bioù-laezh ha bioù-kig* (Ph = **SAOUT-LAEZH** pl. & Wu<Drean *ar buoc'hed*, *ya*, *saout-laezh* !) : *n'istiman ked un tièzezh ma n'he deus peder beuc'h-laezh* (kan. Ku<Morvan je n'estime en rien une ferme n'ayant pas quatre laitières) ; (vendeur) **PAOTR** / **PLAC'H AL LAEZH**, *camion ar c'hamion-laezh* m.-ed f.1, **LAEZHER,-OUR** m.-ion f.1 & à l'heure du laitier *kenkent ha gouloù-dez* (chanson Ph & Ku *setu ar falc'herien*) ; (Techn. W / partie solide du lait caillé chauffé) **BOUEDAD** (m.)

LAITON (13° < لدون *latun* / *ladun* < turc ; GR) **LATON** coll.-enn-où objets en laiton : *laton gwenn* (& *orjal* fil métallique, électrique, téléph.)

LAITONNER (19°) **LATON(ENN)añ,-iñ**

LAITUE (12° ; C. *letu*, GR *laetuz-enn*, *laezeg^uez* : *dibri ur saladenn laetuz*, *laetuz gouëz*, *podecq*) **LETUZ** coll.-enn-où, **LAEZHEGEZ** f.-ed (cf. Ph *ur saladennenn* / *penn-saladenn* Prl)

LAÏUS (19° < gr Λάϊος, Láios - "le Gauche" - NP - père d'Œdipe) **SERGON** m.-ioù

LAÏUSSER (19° - jargon / jargon-) **SERGONiñ**

LAÏUSSEUR,-SE (19°) **SERGONER** m.-ion f.1 : *ur sergonerez eo*

LAIZE (12° < lat. / latus ; gaul.-celt. litanos, let- & NR) **LEC'HED** / **LED** m.-où : *ul lec'hed paper*

LAIZET (NF Ph / *laezhet* & *leizh* / Leizour T/K Leyzour / Leydiour & NF Laidet < Teleg.) *Leizet*

LAKE (angl. - lac > NL) : *Lake District* / *Lake Poets* (& "Lakiste" : poète < angl. – gall. *Llyn* & *Llwch* = *Lenn* & *Loc'h*, irl *linn*, *loch*) > *Bro (Distrig) al Lakou* / *Lennoù*

LAKISTE (19° / poète Woodsworth - 19° / romantique) = *Lakisted* (m.-ed)

LALA (OH ! excl. / Magreb لالا *lalla* dame > *ya, lalla !* madame !) =
LALALA (17° onom. / *lall*) = *lalala !*
LALLATION (19° < lat. / *lall(ig) : al*) **LALLIGAN**
LALANDE (NL & La Lande / NP) > **LALANNE**
LALANNE (NL Gers & NF landa gaul. : lande / lanne - oc *LANN* & NF Le L., *Lanno, Lannou*) =
-LALIE (& lalo- < gr λαλιά : blabla, parler) =
LALINDE (NL Dordogne < gaul. Diviolindum < deuos & lindon : divin liquide / lac) =
LALOUVES (NL Ardèche < gaul. alauda alouette = *alc'hweder* – Rob. NP) =
LAMA (1 - NL Lusitanie anc^t / Lamatis < gaul.-celt. *lama* main - D. irl *lamh* /la:v/ hand / *dorn* : *fist*, & *handle*, gall *llaw* / *dwyllo* - *both hands* / *dwurn* : *fist*) =
LAMA (2 – 16° esp. < ketchua) *lama* m.-ed
LAMA (3 - 17° < Tibet) *lama* m.-ien (cf. NP chanteur *Lama Meur*)
LAMAGE (20° / lame – n.vb. : al) **LAVNIAÑ**
LAMAÏSME (18° - bouddhisme) = *lamaism* m.-où
LAMANAGE (14° ; GR dér.) *lomanerezh* m.-ioù
LAMANDÉ (NF Are-Ph / pp *amantet* amendé) = *karrierenn Lamande* / 'n *Amande bar Wask* (Skr)
LAMANEUR (16° / neerl *lootsman* pilote, C. *Locman*, GR *loman*) **LOMAN** m.-ed, *lamaner* m.-ien
LAMANTIN (17° esp. < caraïbe) *pesk-ejon* m.-ed
LAMARTINE (NF & 19° [fils à] la Martine Rob.NP / Martin & Martius < Mars théon.) =
LAMASERIE (19°) *ti-lamaien* m.-ez
LAMBADER (NL – L) **LAMBADER**
LAMABALAIS,-E (pl. - trad^t & adage 18° GR *Lambalis*^e) *Lambaliz**
LAMBALLE (NL GR *Lambal*, hab. *Lambalis*, abricots de L. - fèves *fa*) **LAMBAL** (cf. Li *Lambaol*)
LAMBADA (1980s < Brésil) = *ar stumm da dañsal al lambada* (T le 'stumm' pour la lambada)
LAMBDA (16° : L gr λάμβδα) = *lambda* (λ, Λ) & le citoyen lambda (& un quidam etc. - ar) *penefi* / *ur pe-anv*, & *Yann (sitoian)*
LAMBACISME (18° Phonét. / L) =
LAMBÉ (fam. Brest – Matmatah fin 20° - chanson popul. : 'Viens donc faire un tour à Lambé' *Deus 'ta d'ober un tamm tro da Lambe*) > **LAMBÉZELLEC**
LAMBEAU (12° < frq & lambel / labell- lat. & lappa germ. : chiffon ; C. *draillou*, GR *drailh(enn)-ou*, *drailhaich*, *a-zrailhou*, *tamm coz-mezer*) **DRAILHENN** f.-où : *drailhennoù* lien, *kig*, en lambeaux **DRAILHET**, **PEMPILHET** (Ph / *penn-pilh*, *pilhoù* & *truilhoù*, Prl *pimpiet tout*), & *pilhenneg* (T<JG / *louzaouenn bilhenneg* Ph *aour-e-dal* sénéçon jacobée) ; (div.) **A-DAMM(IG)OÙ**
LAMBEL (Hérald. = lambeau) **DRAILH(AJ)** (m.-où, -*achoù* & coll.-*enn-où*)
LAMBER(T – NF / NL Lamber LAMBER & hab. Lannis Pêr - trad^t L)
LAMBÉZELLEC (& Lambé = quartier brestoïse < paroisse / *Pethellec* - BT & *pezhelleg* lépreux - réservé aux "cacous" - wikipédia / NF Pézennec > **PEZH**) **LAMBEZELLEG**
LAMBI (Anat. : strombe – mollusque) =
LAMBIC (19° < neerl. & lambick : bière belge / *lambig* < الانبيق : *al ambîq*) = *al lambig* (m.-où)
LAMBIG (21° bretonnisme Ph-Ku & marque < alambic الانبيق / *gwin-ardant*, *lodavi*) **LAMBIG** m.
LAMBIN,-E (16° / lambeau ; NF & C. *habafq* < *he-pasc*) **LABASK** ad. m.-ed f.-*enn-ed* : *ul labaskenn eo hennezh* (Ph & sens m. - adage), **GEN(V)EURIG** (*miz GENVER* - dim.-*ig* > Prl *gdjeneureitch* & *kargdjineur* < *kard-Genveur* & *oaet eo an hor'h / da gla'h ur bern kaoc'h*) m.-où, une personne lambine (*un*) **DRAMM** f.-où (Go<HB javelle), (fam. W) **TETEIOUR** m.-ion (cf. T<JG *buzhugenn*, *chuchuenn*, *Yann Gorreg*, *gorregig* & Ph *digarezet*, *lugud* / *luguder*, *ruzer*, *ruz-revr*)
LAMBINER (17° / NF) **LABASKENNiñ** : *ne rit nemed labaskenniñ ahe !* (Ph vous lambinez là !), **BUZHUGENNiñ** : *na chom ket da vuzhugenniñ* (T ne reste pas lambiner), **GEN(V)EURiñ** (Prl = **DIGARK'A** / *digarez(ek)*- : 'chomit ket da zigarkat, **LANTOUZat*** (W<GH), **TETEial** (W & cf. T<JG *luduenni*, *chom da dortal*, *da durgnal* & *landre(gen)niñ*, *lugudiñ*, *ruzal*, *yariñ*...)
LAMBOURDE (13° < 12° anc.frç laon & bourde / latte ; GR *guiflenn-ou*) **GWIFLAJ** m.-où /-*achoù* & coll.-*enn-où* : *gwifl(aj)ennoù ar plancheris* (& *gwifl* solive / *sourin*)
LAMB(R)EQUIN (16° - Flandres & Brabant < neerl. & germ. / all. *Lappa*) = *lambrekin* m.-où

(Laouenan c 1830, 80 / *dantelezhenn-ou*)

LAMBRIS (14° lambrus & lambre < lamina lat. / lame ; GR *lambrusq-ou*) **LAMBRUSK** m.-où : *piw^e en deus graet al lambrusk ?* (Pll) ; (fig. & lambris dorés) **ALAOURAJ** m.-où, -choù

LAMBRISSAGE (15° ; GR *lambrusqadur,-qaich*) **LAMBRUSKADUR** m.-ioù

LAMBRISSEUR (15° < lat. / vigne – motifs ; GR *lambrusqa : ilis lambrusqet*) **LAMBRUSKAñ,-iñ** : *lambruskañ ar viñs* (Pll<LP & GM au Guilly : ‘lambrusquer’ l’escalier - bretonnisme)

LAMBRU(N)CHE > **LAMBRUSQUE**

LAMBRUSQUE (16° & lambru(n)che < la(m)brusca lat. : vigne sauvage – v-br *guoed guiniin* gl labrusca, irl *faedinne* LF, m-br *goez guinyenn*, GR *goëz-guiny*, Isa.5 : cette vigne au lieu de fruits, ne produit que des lambruches *ar vinyenn-ma e leac’h resin mad, ne zoug netra nemed goëz-resin*) *gouezwinienn* f.-où

LAMBSWOOL (20° angl. – gall *gwlân oen / uan & olann* irl) = *gwlan oen / gloan oan* (m.)

LAME (12° < lamina lat.- lamna - Horace ; C. *laffn houarn*, GR *lamen, lavnenn-ou & laon, lavn : lavnenn blom*, la fine lame ! *lemma lavnenn, fina map !* – métal) **LAVN** / **LAON** (**LAMN** -var. Ku) m.-ioù, -ier, *levnen & coll.-enn-ou* : *ul lavn houarn, lavnennoù koad, ul lavnenn lemm &* (Prl) *lemen(enn)* ; (parf. Li<YR) **ALUMENN** f.-où (*ar gountell*) ; (fil de la) lame tranchante **MALVENN** f.-où & *malvinier* (*ar gontell* – T<JG & cf. Ph *aotenn, barvenn, direnn, dremm, govel*) ; (mer) **BARR-MOR** / **BARRAD**, (& paquet de mer) **BERN(-MOR)**, (vague) **TAOL(-MOR)** m.-ioù, (v-br-gall *lamm- saut & C. Lam*) **LAMM (-MOR)** m.-où : *lammoù uhel*, & (lame de fond) *lamm-sont, lamm trais^s*, (creuse – gaul.-celt. *cumba* > combe, *coomb*) **KO(U)MMENN** f.-où (W<FL), creux de lame (ruisseau) **GWAZH** f.-ioù, (herses) **OGEJOU** pl. ; haute lame déferlante **TOENN-VOR** f.-où-mor (NL *an Toennou* T) ; lames de courant de marée *mor mareennoù* (cf. T *tarzh* brisant, *tonn* flot)

LAME (NL 21 & Laume(s) < gaul. : limon) =

LAMÉ,-E (16°) **LAVNET** (& *laoniet / ad.-ek**), *lavneg* (m. & *skantig* - surn. L / algue)

LAMELLAIRE (19°) *lavnenneg /-ek** (ad. / m.-egien)

LAMELLE (15°-18° < lat dim. ; GR *lamennicq*) **LAMENNIG** & *lavnennig* f.-où

LAMELLÉ (18° pp) **LAMENNET** & *lavnennet*, (lamellé en écaille) **SKANTENNET** ; lamellé-collé *skantennoù*

LAMELLEUX,-SE (lames de tisserand – trad.) **LAVNEG /-EK*** : *ur skaon lavnek**

LAMELLI- (lamella - lat. / lamina gall *llafn / laon...*) =

LAMEN(N)AIS (NF & var. La Mennais / NL Mené Menez – Rob. NP) = *ar vreudeur Lamennais & Komzoù ur C’hredour* tr (A.Raude) Lamennais

LAMENTABLE,-MENT (15° < lat.-abilis – gall *truenus*, GR *goelvanus, hirvoudus, qeinvanus*) **TRUEZUS** : *hirvoudoù truezus* (& Ph *hirvoudus* monotone / ennuyeux), (voix) *gouelus* (C.) ; personne lamentable (Prl) *treu’heg / (paour kaezh)* **TREUL** m.-ed (Pll & KW<ME)

LAMENTATION (14° < lat. ; C. *goeluan & clem, queinuan*, GR *clennadenn, goelvan, qeinvan*) **KLEMMADENN** f.-où : *selaou he c’hlemmadennoù spontus* (& *hirvoud-ou* Ph, T<JG *truantoù*) ; Mur des Lamentations (Jerusalem – angl. *Wailing Wall*) *Moger an Daerou* (*Daelou* L.Clerc 1901)

LAMENTER (13° < lamentari lat. – gall *cwynfan* & vb, irl *caoin /ki:n’/ > to keen* ; C. *queiniff*, GR *qeini, lêva & cañvaoui* & se lamenter / syn.) **EN EM CHALAñ,-iñ** : *dihan ‘ta d’en em chalañ* (Ph arrête donc de te lamenter ! > ‘*n im jal^o a ra*), *keinal,-iñ* (& *hirvoudiñ* gémir / soupirer Ph *huanadiñ, klemm* (se) plaindre, *kunudal* & cf. T<JG *chezual, en em chaokad*)

LAMENTO (18° Mus. < it.) = *lamento*

LAMER (20°) **LAVNiañ,-iñ /-enniñ** (var.)

LAMIACÉE (Bot. < lat : ortie) > **LABIÉE**

LAMIE (16° < lat.-gr *λάμια* monstre f. dévorant enfants, croquemitaine gl v-br LF 459 /glethrennow/ *glethrenn(ou)*, GR *grecq-vleiz*) = *gwreg-vleiz* f. *gwragez-bleizi* (HB<GON. 19°) / **GWRAC’H-HOUARN** (& *Grac’h-houarn* L / W Groeg) / **GREC’H-MITOUARN** f. (Lu<JR) & cf. **GLOUT** & *ar Glot* (Ki - titre *Rimadellou ar Glout*) ; (requin taupe-touille) **TOUILH BRAS** m.-ed

LAMIER (17° < lat. - ortie) **LINAD GWENN** coll.

LAMINAGE (18° - n.vb. : al) **LAMENNIÑ**

LAMINAIRE (19° < lamina lat. – Laminaria Li) **TALI** coll.-enn-ou / (T / guêtres syn.) **BAODRE^Z**

m.-où : Laminaria hyperborea *TALI EBREL* & *bezhin-avel, bezhin-skign, bezhin-stlej, bezhin-tonn* = *FELESTR*, (*BEZHIN*) *JELMESTR* & *jelvest* (an *Enez Veur* T<JG) coll.-enn-où ; (pied) *KALKUD* / *KALKOD* coll.-enn, *MELKERN* m. (& cimier / trémie) / *TREUJENN* f. (pl.) *TREUJO*^ù (*bezhin - Île-grande* en Pleumeur-Bodou Arv.T) ; Laminaria saccharina *FRIZ* m.-où /-eier, *CHOLGORN*, *GWRAC'HETAJ* m.(-achoù), *RUBANOÙ* pl ; Laminaria digitata / laminaire digitée *TALI MOAN* coll. / surn. *GWRAC'HLE* (& var. L) m. ; Laminaria ochroleuca (laminaire jaune) *TALI LAEZH* & *tali bo(u)c'h* / *bour, gwenn, bambou* : *tali bambou* coll. & (Sein) *kalkon melen*, surn. *SEUREZED* (& *tali penn* Saccorhiza polyschides) ; (gisement de) laminaires *TALIEG* / -OG (Li NL an *Daliog*) f. / ad.-EK*, *FELESTREG* f. (NL) ; ramasser des laminaires *TALIA* (L), *JELMESTRA* (T)

LAMINER (18° < lamina lat. - GR *lamennouïgou* / *lavnenn*) *LAMENNiñ* & *lavnenniñ* ; (fig. / Politi.) *PIL'NET* : *pilet net int bet* (Ph & PCF *dornet - er vot*, Prl *flaStrein* / *flastrañ* & *frikañ*)

LAMINEUR,-SE (19°) *ALUMENNER* m.-ien f.1

LAMINEUX,-SE (19° Med.) *SKANTENNEK**

LAMINOIR (17° - *milin-où*) *lavnierez**° f.1

LAM(M - bretonnisme : point à la lutte & arg. Wi « lâme » / lam/: crevé, las < défait à la lutte, cri : *lamm!*) *LAMM* : *me zo lamm* ! /lãm/ (Ph / NF *Lamer* / *Lamour* - bondissant, sauteur / sauterelle f.)

LAMOTTE-BEUVRON (NL – gaul. *Bebronos* / *bebros* : bièvre, castor) > **BEUVRON**

LAMPADAIRE (16° < lat. / lampe) *post lamp* m.-où & *pester* (& bec de gaz *beg-gouloù*)

LAMPANT,-E (16° < prov.-oc) *LAMPCHOÛ* : *petrol lampchoù* (& hum^t - T *dour-gouloù*)

LAMPARO (prov.-oc / pêche *goulaoui*') = *al lamparo*

LAMPAS (1 - 18° étoffe (de Chine / frq & all. *Lappa*) *lampas* (m.)

LAMPAS (2 - mal du palais du cheval < lape fig. & suff.) *empos* / *impos* m. (& *ampes* T<DG / Pll<PM 'ma / 'oa ket 'n ampes war he genoù !), & *favenn varc'h* f.-où-marc'h

LAMPAUL (NL < Paul Aurélien *Paol* – L < landa Pauli Botenes : Lampaul-Guimiliau, Lampaul-Plouarzel, Lampaul-Ploudalmézeau & Lampaul à Ouessant) *LAMBAOL* (*Gwitalmeze* & *Plouarzel*)

LAMPAULAIS,-E (hab.-is° - divers Lampaul - pl.) *LAMBAOLIZ**

LAMPE (12° < lat.-gr *λαμπάς* & vb *λάμπειν* briller ; irl *lampa*, gall & C. *lamp*, GR *lamp'* *arc'hand-alauret, cuëvr*; petite lampe de cheminée à huile de poisson *cleuteur* / *creuzeul* – gaul.-celt. cros > creux & cf. NALBB n° 552/40 lumière *gouloù* & 1pt *ur gleuteur*) *LAMP* m.-où /-eier (& *lampchoù, lamproù*) : *ul lamp petrol, lamp pichon* (Ph / E<DG) *PIKOUS* m. & Ph (*gouloù*) *lutig, letern* (& KW *kleuteur* / *kreuzeul* creuset de terre à huile), éteins la lampe *la(z)h ar gouloù* ! & plein la lampe *leizh e c'henoù* (m.)

LAMPÉE (17° dér. ; GR *lampad* *guin* : *ur picol lampad so eat gandhâ*) *LAPAD* dim.-ig m.-où : *ul lapad gwin gwenn* (*da gargañ hanter ma gwerenn* Ph / appr^t) *KOUAD* m.-où : *ur c'houad* (Pll<PM var. *KAOUAD* f.-où,-jòù averse, crise / *KLABOUFENNAD* f.-où Ph & Prl *goûgad, lonkad*)

LAMPER (17° / laper ; GR *lampa, eva a rez toupicq lyes taçzad, louncqa guërennadou caër a vin*) *LAPañ,-iñ* (*gwin*)

LAMPIER (anc^t - Littré) > **LAMPISTE**

LAMPION (16° < it.-one : lampe vénitienne ; GR *lamp(r)icq,-ouïgou*) *LAMPIG* m.-où (*paper*) ; sur l'air des lampions (1827) 'n *ur hopal "torr e benn !"*

LAMPISTE (18° / 13° lampier - agentif) *PAOTR AL LETERN* m.-ed : *ma breur 'oa paotr al letern* (*lost ar vagon* Pll<GC / SNCF & surn. *Penn-letern*) & (lanternier) *leternner* m.-ion (f.1) ; faire payer les lampistes *taoler ar bec'h war gein ar paour kaezh* (*tud*)

LAMPISTERIE (19° - dér.) *LANTERNEREZH* f.-ioù

LAMPOURDE (17° - anc prov.-oc < lat. & petite bardane) *LOUZAOUENN AN TIGN* f.-où

LAMPRIILLON (larve de lamproie) *suzonig* f.-où

LAMPROIE (11° < lampreda bas lat. / lambere *petram* "lécher pierre" ; C. *lamprezec* lamproye, *murena*, GR *lamprez-enn* - Icht. AGB n° 185 *lamprezenn* LT & var. - *lambrezenn, lamprean*, Ki *lampreis* 10pt, *lanprez* W & *lamprig* - Sein / Kap & *ar c'hilaouenn vor* / *geloù* sangsues, ²*aer-vor* L) *LAMPRE(I)Z* coll.-enn-ed : *eul lamprezenn* (Li<YR & idiot / loc^t surn. *Suzon*), *GELAOUED MOR* (str.-enn - Ki<AGB)

LAMPISANE (*Lampsana communis*) *LOUZAOUENN AR VRONN* f.-où

LAMPYRE (18° < lat.-gr λαμπυρίς, lampuris < λάμπειν *lampein* briller / C. *Gueleuiff, golou* – *preñv-gouloù* ver luisant / *preñv*) *gweleviad* (& *goulaouier*)

LANA (NL 54 f. / gaul.-celt. NL (Medio)lanon *lân* plein) =

LANARVILY (NL Li / Medar) *LAN(N)ARVILI* : *me 'hounezo e Lan"arvili* (F3 2009 moi, je vais remporter Lanarvily - le championnat du monde de cyclocross)

LANCE (11° lancea lat. < gallo-gr ΓΑΝΚΙΑ celt. *lankea*, v-irl *do-léicim* je lance / v-br-gall *lanc* élan & gaul.-celt. gaiso-> lat., v-br (*guu*)*goiouou* javelots, fers de lance, m-br *goa(ff)* & NF Gouëffic / Goavec & Goaver, gall *gwayw*, C. *lancc, goaff* lance, GR *goaff, goavou, lançzou*) *LAÑS* f.-où /-eier (& algues L / *lañs* arg. K & YD : flotte), (gaffe) *GOAF* m.-ioù ; lance-bombes, engins, flammes, fusées, grenades, missiles, roquettes etc.) *LAÑS* (*bombchoù, ijinou, flammou, fuzeennou, greunad, mis'iloù, roketennou*...)

LANCÉ,-E (pp – artiste, produit...) *LAÑSET* : *te zo lañset ?*, & (*erru eo*) *lañset* (il est éméché Ph) : tu es lancé (tu as démarré) *lañset out bremañ !* & lancé dans le poulet (Ph) *lañset d'ober yer* ; (lancée) *LAÑS* f.-où : *war ma lañs, diwar e lañs, lañs-traoñ / lañs-krec'h* (& *poues-traoñ /-krec'h*)

LANCELOT (NP – 19° Laouenan c 1830, 86-8 *Lanzelot euz al Lagan*) Lancelot du lac *Lañselot al Lenn / Lañslot* (RH & C. NF Lot & cf. *Pededur* gall. Perceval & *Bezver / Sant-Pever* - NL E), Lancelot le chevalier à la charette / *Karr an Ankoù* & (Gérard Alle) « Lancelot fils de salaud » *Lañslot mab-gast lot !*

LANCEMENT (14° - n.vb. : *al, ar*) *LAÑSIN* (*disk*), (en l'air – gaul.-celt. banna : montant, pointe) *BANN* m.-où : *ar bann kentañ*, (navire) & *moradur* m.-ioù *listri*

LANCÉOLÉ,-E (18° < lat.) *BEGET LEMM* (& *beglemmet*) ; plantain lancéolé *PEMP-RIDENN* (Ph > bretonnisme en frç "du pem'-rid'n" plein la pelouse Pll<GM... / gallo "herbe à 5 coutures")

LANCE-PIERRE (19°) *LAÑS PICHON* (Ph / T & Li<YR fronde) *FLECH* m.-où (& (*bazh*-)*tal*m > *batalm, gwaltrom* Plz<GG), utilisateur de lance-pierre *FLECHE^{UR}* m.-ien f.1 (Li<YR & NF Flecher, *gwerz Iannik Flecher - Barzaz-Breiz* 19°) : *eur gwall flecheur* ; pierres à lance-pierres *MEIN CHAS* (Wi<PYK & vb2 *meinata*)

LANCEQUINER (arg. Chon<BTP : crachiner, & pisser - fig.) *LAÑSKINI*' : 'von' da *lañskini*' (BTP / arg. Tun. 19°<NK < angl. - soudards de la Roche restés au 16°) *WATAR(ENN)iñ*

LANCER (11° < lat. & gaul.-celt. ΓΑΝΚΙΑ & cf. ALBB n° 579 *jeter* & syn., C. *lanccaff*, GR *lançza dared & strincqa, daredi, hem daul*) *LAÑSañ,-iñ,-o* (& fig.) : *lañsiñ ur vag, lañset un dra nevez*, se lancer dans la carrière *en em lañsiñ 'barzh ur vicher* ; (lancer en l'air) *BANNAñ,-iñ* : *bannañ e linenn (besketa)*, *CHETAñ* (Ph / *JETiñ*) : *chetañ ar maen-poues^e*, *STRINKal* (& faire jaillir – étincelles / *stlapañ* flanquer, *taoler & telin* TK *jeter*) ; (lancer un cri - lâcher) *LAOSKel / LEUSKel* (base *LAOSK-* / Wu<Drean elle ne lance que deux cris *ne gas 'met daou daol anehi*) *KAS^s* (*un taol pe zaou / distagañ ur gomz, rannañ komzoù etrezo / rannañ ger & grik*) ; (navire – lancer à l'eau) *MORAñ,-iñ* ; (lancer en l'air) *ober pintig (d'ur bugel)*, (ba)lancer (de toutes ses forces T<JG) *TANFOELTRAñ (bazh)* ; un lancer (n.vb.) *BANNAñ, LAÑSIN* ; (sport) *CHETADEG* f.-où & 2 : lancer de pierre pesante *ar chetadeg maen-poues* (Ph) & (*ar*) *SKEi^o* (*mein T<JG-Ph*) ; pêche au lancer (n.vb. : *al*) *LAZHETA* & 4 / 5 lancers (pêche) *pemp pe c'hwec'h taol* (T<F3)

LANCERF (NL Plourivo - Go<KC) *LANZERV* (*Plouriou / Plourivou*)

LANCETTE (13° dim. ; GR *lancetès-ou*) *LAÑSETENN /-ETEZ^o* f.-où

LANCEUR,-SE (19° agentif) *BANNER,-OUR* (*traoù*), (sport - poids Ph) *CHETER* : *ur cheter morzhol / maen-poues*, (fig.) *LAÑSER,-OUR* m.-ion f.1

LANCHE (anc frç, dial. NL Lanches,-et : langue de terre en pente / NF Lanhec & *lañchenn* - anche & langue fam^l - syn. Ku ALBB n° 582 / *latenn & Ph lardigenn/ teod*)

LANCHESTER (NL GB celt. Longo-uicum D.) =

LANCHET (dim.-et - NL) > LANCHE...

LANCIER (13° ; gaul. *gaesatus,-torum* mercenaires < Orose PYL 146 ; GR *goaffer, lançzer-yen*) *GOAFER,-OUR / LAÑSER* m.-ion f.1 (cf. NF Goaver / Goavec & Gouëffic)

LANCIEUX (NL 13° *Lansioc & sant Sieuc*) *Lanseog*

LANCINANT,-E (16° part.prés. < lat.) *LESKIDIG* (Pgt / *LOSK-*), *PISTIGUS* ; douleur lancinante *TAOL-POAN* f.-ioù : *taoliou-poan* (Ph & 'pistiou' - bretonnisme Go > *PISTIG* m.-où)

LANCINEMENT (C.) *PISTIGADUR* m.-ioù & n.vb. (ar) *PISTIGAD* / *PISTIGOÛ* -pl. & "pistiou" - bretonnisme Go / Ph), *leskidigezh* f.-ioù (morboan douleur sourde)

LANCINER (17° < lat. / lacérer & lancer Rob. ; C. *Piftigaff*) *PISTIGañ* : *pistigad^e e galon / a ra* (Ph & *beriañ, flemmañ*), (Prl – lancer fig.) *LANÑSiñ* (a ra), *LESKi°* (Bd & Pgt var. / *LOSKiñ* brûler)

LANÇON (17° < lance & Lançon - NL gaul.-celt. Lancio(n) – D. / gaul.-celt. taratron > lat. Isidore, v-irl *tarathar*, irl /tarəhər/ *auger* : *tarazr* C. *tarière*, GR *talarecg-ed*) *TALAREG* coll.-enn & m.-ed : *Talareugeud, begou moan, a vez paket goude koan* (adage Li<YR & bretonnisme Lu des "talarèg-ed" / W *iùinnenn / ivinnenn* f.-où) ; pêcher le lançon *TALAREKA* / *TALAREGETA* vb 2 (T<JG)

LAND (angl-germ. *Land* pl. *Länder* < gaul.-celt. landa - terrain en friche etc. : lande *Lan-*, *lann* / Afr. : pays, région ex. Norland du Congo, Groenland, Zélande) & land art =

« **LANDAIN** » (gallo < l'andain) > **ANDAIN**

LANDAIS,-E (hab. Landes *Landes* < celt.-gaul. landa, NF) : vaches landaises *saout al Land(es)* =

LANDAU (18° < NL all. Landau – voiture) = *lando(z)* m.-ioù,(-joù) ; (landau d'enfant / voiture) *GWETUR VIHAN* f.-ioù b. (& cf. T - à pousser - *karrig bout*)

LANDAUL (NL 56 - Landaule 1389 / *Lan & dol* - prairie / *taul*) *LAND(A)OL*

LANDAULAIS,-E (hab. -is^e) *Land(a)oliz**

LANDE (12° < celt.-gaul. landa & v-irl *land* lieu plat > *lann* : *plate*, v-br *lann leanou* Lannéanou & NL = gall *llan* lieu consacré : *Llanildud* = *Lanildud* - cf. v-br-gall-irl *ros, tir* ; C. *lann*, GR *lannou, lanneyer & lannegⁱ* W / *lannecq & lannell, lannicq*) *LANN* dim.-IG f.-(i)où /-eier (Ph landes en général & NL Lanniou, lanneyerou / NF Lanou Go-T) / *LANNEG* f.-où,-i (W), contenu *LANNEGAD* f.-où : *lannegad lann* (T<JG / *LANN* m. 'lande' = ajonc) : NL *Lann Vear, Lanveur & Langastel / Trégastel* & dans cette lande il n'y a que landes *el lanneg-mañ n'eus ken lanneier*(où – T-Ph / Prl *lannaouier*), lande en pente > coteau en friche (NL *Ros / ROZ[°]* f.-ioù,-eier - *rojaouier* E landes & falaises T<JG & cf. Landes 40 / les Lannes>1789 & Elanes – Rabelais 16°, NL 41 etc.)

LANDÉBAËRON (15° Landebazron /-bazrun - T) *LAN(DE)BAERON* ("gisti ha laeron !")

LANDÉBIA (13° BT Landebiau / gall. NP) = *Landebia*

LANDEC (La Landec < Lannandec 13° - BT / *lanneg* & cf. NL Lalandec – Teleg.22) > *Al Landeg* / (al) *LANNEG*

LANDEDA (NL Li < Téda / Tydeu - hab. *Lannis-Teda*) *LANDEDA* ("chomet an tour da vega°")

LANDEDAEN,-E (hab. - pl.-is^e /-iz*) *Lannis-Teda*

LANDÉHEN (NL 22 / 14° Landehan) *Landehen*

LANDELEAU (NL Landeleou 13° / Teilo gall. NL *Llandeilo*) *LANDELO* : *tro relegoù sant Telo, & kantik sant Telo* : "sant Telo, san Telo..."

LANDELEAUSIEN,-NE (hab. - NALBB n° 005 pt 87 *tud Landelo*)

LANDELLE (NL dim. & Landelles NL 28, Les Landelles 22 dim. / gaul. landa & germ. *Land*) *LANNELL* f.-où (W)

LÄNDER (all. pl. *LAND* = *el länder*) > **LAND**

LANDERNEAU (NL 29 < *Lan terneo* & var. / oratoire & s' Houardon) *LANDERNE* /-eviz* (hab. & *Landerne(v)iz* Landernéen.ne.s - NALBB n° 006 pt 13 & 105 *kanton Landerne* /-is^e - *Merzeris^e & Dirinonnis^e*) & « le landerneau des mannequins » (milieu fermé) > *Landerno re-mañ-re* (Ph), la lune de Landerneau *loar Landerne*, bruit dans Landerneau > *trouz e kêr* & des landerneaux (créés : toiles) *krejoù Landerne*

LANDERNÉEN,-NE (hab. - pl.) *LANDERNEVIZ**

LANDEVANT (NL 56 - 14° *Landecvan / Tegvan*) *LANDEVAN(T* /-iz hab. < *OaB*)

LANDEVANTAIS,-E (hab. - pl.< *Oab*) *LANDEVANIZ**

LANDÉVENNEC (Landevennoch 818 / 1236 Landeguennoch < *to-Uinnoc & Guennoc* v-br, GR *abaty Landevennecq* < NP *Te-vennoc* = *abati*) *LANDEVENNEG*

LANDÉVENNECIEN,-NE (hab. - pl.-is^e) *Landevennegiz**

LANDGRAVE (all. *Landgraf* comte) = *landgraf* m.-ed

LANDIER (12° "l'andier" < gaul. anderon : jeune bovin Rob. & *PYL 155* > basq *andere / andre* : dame, épouse / *anner & annoar / o(u)nner* génisse Ph & cf. angl. *andiron* gall *haearn aelwyd* ; C. *lander*, GR *lander-ou / landreeü* W) *lander* m.-ioù (& cf. W *trank*)

LANDIVISIAU (Landeviziau 1231 < Lan & tivizio / Vizio, Guisiau & Landi - loc^t ; GR *Landivizyau*) = *LANDIVIZIO* (& *Landivicho* L / Ph -*ijo*) / *LANDI* (& hab. *Landivisiavis^e*)
LANDIVISIEN,-NE (hab. - pl.-*is^e* : *Landivisiavis*) *LANDIVIZIAVIZ**
LANDORE (Rabelais 16° landores : endormis ; GR landort & lendore *landreant, morgousquidy*) = *LANDORE* (& cf. T *lochore*)
LANDRACE (20° < angl. *land race* – de porc) =
LANDRELLEC (NL Pleumeur-Bodou T) *LANDRELLEG* : *ti Landrelleg* (*Gwengampis*)
LANDRÉVARZEC (Ki - 11° Lan Trefharthoc < Hartug NP) *LANDREVARZEG*
LANDRÉVARZECOIS,-E (hab. - pl.-*is^e*) *Landrevarzergiz**
LANDRIAIS (NL La Landriais - Minihic sur Rance - 35) =
LAND ROVER (marq. < angl. / (*to*) *rove* / *crwydro* gall & irl *siúl*) = *ul Landrover*
LANDSGEMEINDE (all. Suisse : assemblée) =
LANDSTURM (all. / armée) = « *landst{o}urm* »
LANDTAG (all. : diète – sénat) = *al Landtag* (m.)
LANDUDAL (NL Ki 11° *Tref Budgual & Lantudoal* 16° < *sant Tudal*) *LANDUDAL*
LANDUDALAIS,-E (hab. - NALBB pt 130 n° 006 *tud Landu'l* / pl.-*is^e*) *Landudaliz**
LANDUDEC (NL 14° Landudoc / *sant Tudeg*) *LANDUDEG*
LANDUDÉCOIS,-E (hab. - pl.-*is^e*) *Landudegiz**
LANDUNVEZ (Li 16° *Tunmez* / *Tunmete* & s^{te} *Thumette* < *Tumet*) *LANDUNVEZ(H)*
LANDUNVÉZIEN,-NE (hab. - pl.-*is^e*) *Landunveziz**
LANDURÉ (NF 29 < Teleg. / *ANDUR* vb pp /-*et* : *tra-walc'h 'm eus anduret !* Ph) '*N Anduret*
LANDWEHR (all. armée territoriale / *Bundeswehr & Wehr* /-*ware* - defense) = *Landwehr*
LANERET (14° < lanier – Rabelais 16° 'un épervier, ou un laneret, ou un émerillon')
FALC'HON(IG / FALC'HUN - NF) m.-où : ur sparfell pe ur falc'honig, pe ur merilhon
LANESTER (NL < *Lann er Ster* / *Lannarstêr*) = *LANESTER*
LANESTÉRIEN,-NE (hab. / *tud Kaodan /kwèdãñ/ - Caudan*) *tud Lannarstêr*
LANFAINS (NL 22 /^l*lãfɔn* / E<HH – faen 13° / fanum lat. - plutôt que fines) *LANFE^{UN}*
LANGAGE (12° language 10° lentgage < langue - ie & gael-irl *teanga* / gaul.-celt. labaro- disert & v-br-gall-irl *labar* / gall *iaith* : language ; C. *Langag* = *yez*, GR impropre *langaich treffoët, troët*) *LANGACH* m.-où (& péjor^t argot de métier - du tailleur *langach kemener* Prl) : *langach ar vugale* (*child language*), langage formel *langaj formel* (Mat.<JM) ; (dire < gaul.-celt. - n. / vb) *LAVAR* m.-où : Science du langage *Skiant al lavar*, & le labgage correct *al lavar reizh, lavar ar vro* / langage intérieur *emlavar* (Diwan / *yezh* langue & *kaoze* manière de causer) & Je vis de bonne soupe, et non de beau langage (Molière) *Diwar soubenn vad e vevan, diwar lavar kaer ne ran ket*
LANGAGIER,-ÈRE (20° / 14° bavard – gaul.-celt. lab(a)ro & cf. NL Kerlavarec Go & NP) *LAVAR* : habitudes langagières *boazioù-lavar(ed)*
LANGAST (12° Langaal / Langâ gallo) *LANGA'*
LANGE (12° / lana lat. - ie laine ; gaul.-celt. laena < Isidore & lenna, linna v-br-corn-gall-irl *lenn*) *LENN* f.-où (Ki<PT & couverture), *LIAN / LIEN* m.-où, *lini* (& coll.-*enn*-où) : un lange (ou linge) à bébés *ul lian evel d'ar re vihan, 'm eus ket soñj kaer 'm eus bet lien revr* (T<JD rime : je ne me souviens guère avoir eu enfant un lange ? / Prl pl. > '*ianaou, & pakoù* ; GR drapeau *mezerennicq & trezenn* couche / emmailloté *mailhurenn-et*)
LANGAIS (NL 37 Alingavia / Alingaves & NF) : le château de Langeais (mariage duchesse Anne-François 1°) = *kastell Langeais*
LANGER (19° / lange) *LIANAñ / LIENAñ,-iñ* : (table) à langer bébé (*taol*) *da lianañ ur bugel = lañjiñ* (*ub* – W<PYK / *mailhur(enn)iñ* – *mabig J.* Past.PII emmailloter le petit Jésus de la Pastorale)
LANGLE (NL ex. Carnoët : Langle-Nésert *Ankl an Nezert*, Langle-Guerzu *Ankl ar Verzu*, & NF noble De Langle – trad. W *Eutru Marquis a Langle o tyran millig^eet ! Mar de peur er paysan hui en des geu raset* / NF De Langlais - Surzur - pseudo. > *Langleiz*)
LANGOAT (14° T Langoet 1330 / coet) *LANGOAD*
LANGOATAIS,-E (hab.-*is^e* - pl.) *LANGOADIZ**
LANGOÉLAN (Prl *Laoulan*) *LANOUELAN* (& /*lawlañ* / Wi)

LANGOGNE (NL < gaul. ling- : saut / cascade) =

LANGOLEN (Ki / gall *Llangollen* NP *Collen*) *LANGOLEN*

LANGOLVAS (NL Morlaix - NR Colvas /-wazh - YLK / *golvazh*) = *foar & hall Langolvas*

LANGON (NL 35 v-br *Landegon* > *Langon plebs, vicus* 9° Cart. Redon) = *Langon* (& NL Gironde < *Alingo & Langres* / NP *Lingones* gaul. & irl ling- : saut)

LANGONNET (NL K 56 - 11° (Lan) *Chunuet* / NP *Cynwyd* gall. & NF *Langonnet* < OF) *LANGONED* : *E Langoned* (33 tours *Stivell*)

LANGONNETAIS,-E (hab.-is^e / *bosenn Langoned* - NALBB pt 84 *tud Langon'd / Langonediz**)

LANGOUREUX,-SE,-MENT (14° / *langueur* lat. ; GR *languiczus / sant Languicz & langourus*) *LANGOURUS*, (personne langoureuse.) *LANGOUR* m.-ion : *Lerm al Langour* (surn. Pll c1920)

LANGOURLA (13° < Lan- ermitage de lande & *Gourlae* NP) *Langourla*

LANGOUSTE (14° & anc. prov.-oc < *locusta* lat. & *sauterelle* ; C. *toul an grill* grilllet - grillon & Ict. AGB p. 140 *grilh - ar hrill*^o - gén' & *gaor vor* T & L /Go 1pt *skijenn & langousten* 2pt Wu / /grœʌ/ W & /grij/ Wi & Groix) *GRILH* m./f.-ed : *grilhed glas, ros, ruz* (AGB 141-2 / Li<YR *grilled ar vro / grilled-tond ve doh kostez Eusa* – migrantes), (gaul.-celt. *gabra* : chèvre / gabros m.) *GAVR-VOR* f. *gevr, givri-* (LT & *morgivri / kemener-mor*) ; pêcher la langouste *GRILHETA* : *ar grilheta, bagoù-grilheta* (*Kameled* *Camaret* 1930)

LANGOUSTIER,-ÈRE (18°) *bag grilheta* f.-où & *grilhetaer* m.-ion (*rouedoù grilheta*)

LANGOUSTINE (19° - Icht. AGB n° 139 *grilh traezh* Ko 1pt / 13pt - Big. & Ki *grilh sabr & grigrienn* W / Groix & Ki *langoustin-ed & 2pt K/W paotr neu'*) *GRILH-SABL / GRILH-TRAEZH* m.-ed (Ki & *scampi / stok-lost* m.-ed,-lostoù) & *grilh-ed / langoustinenn-ed* (Go<KC)

LANGRES (NL & fromage < gaul. *Ante-matunnum* / hab. *Lingones* < ling- = v-irl *lamm*) =

LANGROLAY (11° *Langorlai / Gourlay* NF) *Langorle* (comm. *Plouër-sur-Rance* 22)

LANGUE (10° < *lingua* lat. & *lengua* - esp.-oc / gr γλῶσσα / γλῶττα *glossa/glōtta* - pointe, épi - ie / *tongue* angl.-germ.*Zunge*, gael-irl *teanga* /t'angə/, gall *tafod* /'tavod / – C. *teaut / teut*, GR *teaud, téad* - W : *teaudou besq & besteaud / teaud mibin, teaud fall / goall déaud, teaudecq & lanchenn / gourlanchenn, un teaudad prest a achap / ha cals amser a faut d'e atrap* & ALBB n° 582 – organe) *TEOD* (Ph /tèwd\ɛ/ / var. E) *TEA(O)D* m.-où : le bout de la langue *beg an teod, tennañ a rae e deod war e c'hoar* (Ph il ti rait la langue à sa soeur & arg. *Brest<AIB* « rentre ton pillou » *tenn da deod / Prl tead* /tè:d\ɛ/ & Go<KC *tiad-ou & tiaod*), mauvaise langue *teod fall / gwall deod & teod milliget* (Ph-T<JG *teod lous / beg fall, fall veg* – W<Drean / NALBB n° 458 mauvaise langue / pas mauvaise langue) *DILAPARD* (Li<YR / *teod fall a zen ! & galleger* L<MM *teod mad a zen a gaoze kalz*), (syn. Ph fam' & fig. / anche) *LAÑCHENN, LARDIGENN* f.-où (fig.) : *pebezh lañchenn hennezh ! & te zo ul lardigenn !* (Pll taquin que tu es ! / 'tapette' < langue), (hum^t) *LARJOUR* m. / *LARDOUSENN* f.-où (Are), (arg. Tun. 19°<NK & Ku) *LATENN / LĀTENN* f.-où (& cf. W *letenn*), (arg. Chon<BTP & fig. bavarde) *LANGETENN* f.-où : *e langetenn*, & (du bavardage) *lank* m.-où : *ur bochad lank* (Wi<PYK & *pil-lank / pil-beg,-fas* Prl) & ayant la langue bien pendue *teodet /-ek** (*hennezh*) & *teodeg* m.-ien f.1 = *lañchennet mat* (& *mad*), *latennet-kaer*, elle ne sait pas (re)tenir sa langue *n'eo ket evit he zeod* (Ph), sur le bout de la langue *war veg / beg e deod*, & *em genoù* (*ema - ar gir* T<JG), *ema ba toull ma beg* (E<ND & *debret / lonket 'm eus e an'* - Go "avalé" le nom), prendre langue (GR *qemeret qentel dig'*) *kemer kaoz gante* (*taksi / an Havr* – Pl.B<F3 & *moned e kaos^e g'ub, kaout kont oute*), langue-de-boeuf (& buglosse) *teod-ejon*, langue-de-chat *teod-kazh* (& sens divers), langue de serpent *teod sarpant* (& *flemm an aer* Ph / GR & langue de cerf *teod karo*, de chien *teod-ki*), langue de terre (GR *becq-douar*) *BEG-DOUAR* m.-où (NL port de Plestin), *stec'henn douar* / (langage – gall *iaith / teanga* : *tongue* irl. 2 sens ; C. & GR *yez* : il n'y a en F. que 3 langues / infinité de dialectes *ne deus evit lavaret guir nemed try seurd langaich dishêvel e Françz* – *ar gallecq, ar brezouneq hac ar basneq hog^uen beza ez eus er-vat un niver hep fin a yezou / langaichou treffoët, cals a c'hallecq troët*) *YEZH* f.-où : *peb bro he deus he yezh* (& *Barzaz Breiz - Iez Treger... / langach, lavar*) : langue maternelle *yezh vamm* f.-où *mamm / langach vamm* langue matrice / mère GR) ; langue des signes (LDS) *yezh ar sinoù* (& antique langue *henyezh, kenyezh* koinè - gr)

LANGUÉ,-E (Hérald.) *TEODET*

LANGUÉDIAS (15° Langadiar < Catihern NP v-br gaul.-celt. cat- / ti(g)ern-os) = *Langadiern*
LANGUEDOC (*Bro yezh oc & gwin / glandour*) *Langodog* (Li<YR / W 19°<PL *guin cahors*)
LANGUEDOCIEN,-NE > (*BRO*) *oc* (*ok / O.K. !*)
LANGUENAN (13° / 12° Langanano / NP *Kenan* = *sant Ke* - BT & GR) *Langenan*
LANGUETTE (14° dim.-ette / langue ; GR *teudenn, teudicq & spleitenn* W) *TEODENN* f.-où / *TEOD* (*an nadoz* – T<JG) m.-où, (en métal) *SPLEITENN* f.-où, (& mèche) *FLIPENN*, (rabat) *LAPENN* f.-où (cf. T *kouezhet he lipenn war he lapenn* rabattu de sa superbe & oreillette *lovrigen* / *lorikenn*) = *ur langet* (W<PYK)
LANGUEUR (12° < languor lat. & langorem ; GR *lang^uiçz, langour* – mal) *LANGIS^s* f.-où (cf. Saint-Ambroise en Locmaria-Berrien - Are *feunteun chapel sant 'langis*), (fig.) *LANGOUR* m.-ioù
LANGUEUX (11° / NP v-br *Caeoc* - BT / caio- gaul.-celt. > *QUAI* etc.) *Langeu(g)*
LANGUEYAGE (n.vb. : *ar*) *SELLED MOC'H*
LANGUEYER (16° & langoier ; GR *sellet piz oud teaud ur penn moc'h ha ne vez qet lovr*) *SELLED MOC'H* ; (Techn.) *LANCHENNiñ*
LANGUEYEUR (GR appr^t > *quiguer moc'h, spazer-yen an guisy*) *SELLER MOC'H* m.-ion (f.1)
LANGUIDE (16° < laguidus lat.) *LANGIS^s* (ad.)
LANGUIDIC (NL 56 / 12° Lann Kintic NP / Kenneth ? - ALBB pt 84 *Langideg /lãgidej\c/*)
LANGIDIG / LANGEDIG, LANGIDEG /lãjedeg\k (Prl & W<Drean) *Foeñverion Langidig ha pitaoted Kervignag* (Vantards / Richards - blasons paroissiaux)
LAGUIDICIEN,-NE (hab.-is^e : *Langedigiz** & NALBB n° 169 *tud a Langedig tud Langedig /-iz**)
LANGUIER (langue de porc fumée - suff.) *LANCHENN* (*moc'h mogedet / jaoutenn, joskenn & chotenn* - bretonnisme Ki du ou de la "chotenn") f.-où
LANGUIR (12° < lat. / languor ; C. *languiffaff*, GR *lang^uiçzal : pell-amser en deus languiçzet* - & se languir) *LANGIS^sal* (vb / *LANGOURiñ / jastrañ, lazeriañ*) ; faire languir *ober an heg(ig – da ub)*
LANGUISSANT,-E,-AMMENT (13° part.prés. ; GR *languiçzus / dinerz, toc'hor*) *LANGIS^sUS*
LANHOUARNEAU (NL L 1330 Lanhoarneu & Landa Hoervei 14° / Hervé) *LANHOUARNE* (& cf. Saint-Houarneau en Bourbriac T *Sant-Houarne*)
LANHOUARNÉEN,-NE (hab.-is^e - 19° < Inisan - pl.) *LANHOUARNEVIZ**
LANICE (17° < laine – grossière : bourre lanice) *GLOANACH* m.-où (& cf. Ph *berlinch*)
LANIER (13° faucon lanier < l'anier / canard – f. / laneret & NF Lanier < OF) *FALC'HONEZ* (f.1)
LANIÈRE (12° < lasne ; C. *louffan* ligamen cornière à bœufs, GR *coreënn, storeënn & lezrenn*)
LOUAN m.-où, (de cuir) *LERENN* f.-où (*kezeg*), (& courroie) *KORRE / STORRE* coll.-enn-où & (pl.) *korreoù / sevel korreenn & korreoù* (*Genver ha C'hwevrer* - conte Luzel 19°) : une lanière de cuir *ur gorreenn ler* (T<JG-Ph & *ul lerenn*), *ur gorreenn kroc'hen ruz* (trad. Ph), *korreoù bezhin*, (lanière de fouet) *LAS^sENN* f.-où / lanière de trait d'attelage de charrue ou de herse *SUGELL* f.-où (Li<YR) : *sugellou evit freucha hag evit arad yve* (vb s'associer y compris en mariage - Li<YR : *Te peus chouch sugellad gand hennez ? / Ph flipenn, t'uchenn ar fouet, & landenn-où - da al^a - ur vuoc'h* Pl lanières pour aider à vèler une vache / T *al landon-où* & GR *skourjezoù ler*)
LANIFÈRE (Rabelais 16° / puce laineuse & lanifère, lanifiques / NF (Le) Gloanec & var. / Gloan) *gloaneg(enn), gloanig, gloanus*
LANIFIQUE (Rabelais 16°) > LANIFÈRE
LANIGÈRE (Rabelais 16°) > LANIFÈRE
LANIGO (NL 22 gallo : petites landes & cf. NF Lanno, NL Lanniou) *LANNIGOÛ*
LANILTUD (Li 15° / Aber Iltud, & gall *Llanildud*) *LANILDUD* (& cf. Prl *Ploerdud / Pleurtuit* 35)
LANILDUTIEN,-NE (hab.-is^e - pl. *Lanniz Ildud*) / *Lannildudz**
LANISCAT (13° < *Lan-* NP *iud-cat* - BT & J. Loth) *LANISKAD*
LANISCATAIS,-E (hab.-is^e - pl. - NALBB pt 71 *tud Laniskad / Pellantis^e*) *Laniskadz**
LANLAIRE (refrain – appr.) *TRALALALENO...* & va te faire lanlaire *kae da sotal brulu*
LANLEFF (1202 *Lanlem / Leff* NR) *LANLEÑV* ; Temple de Lanleff (Go - cf. Mérimée 19° - *tour*) *Toull kozh Lanleñv*
LANLEFFOIS,-E (hab.-is^e) *LANLEÑVIZ*, & *tud Lanleñv*
LANLEYA (NL Plouigneau Ti) = *LANLEYA* : *skol Lanleya* (Ti<RKB)

LANLOUP (12°-13° Go Lanlo(u)p & NL Kersaloup en Plouézec / Loup - NALBB pt 62 / Bréhec, Plouha /plu'a:/ kanton n° 007) *SANT-LOUP* (& *Zaloup* Go / T) *LANLOUP*
LANLOUPAIS,-E (hab.-is^e - pl. - NALBB pt 62 n° 006) *LANLOUBIS^e*
LANNE (oc & NL 65 & Lannes > Landes 40 - gaul. *landa* > LANDE) > *LANN*
LANNÉDERN *LANNEDERN* (Are < *Eder*n / lat eternus : *Run-Eder*n *Plouha* & *Plouedern* - L)
LANNÉDERNÉEN,-NE (hab.-is^e / *Eder*n - ALBB pt 43 - NALBB pt 71 - pl.) *Lannederniz^{*}*
LANNEMEZZAN (NL 65 < *lanne* - gaul. *landa* & medio(*lanon*) : milieu plein / plein^t consacré) =
LAN(N)OUÉE (NL var. Lanoé & v-br *Lanoes* / *Lannois* 9° Cart. Redon) = *Lanoe*
LANOBRE (NL Cantal - gaul. (celt.) ? *landa* & *briga* : éminence, forteresse / Bré & *lann Vre*) =
LANOLINE (all. < *lana* & *oleum* - lat.) = *lanolin* (m.-où)
LANOUAILLE (NL Dordogne < *Nobilia* / Lanoé gaul. *lano-* & *naua* : plein & noue) =
LANMÉRIN (14° Lanmélin < NP Mérin *sant Vilin*) *LANVILIN*
LANMÉRINOIS,-E (hab.-is^e - pl. / NP *sant Vilin*) *Lanviliniz^{*}*
LANMEUR (Ti - 12° Lanmur - NALBB 4pt canton) *LANNEUR* (2p/2 *Lanmeur*) / *LANVEUR*
LANMEURIEN,-NE (hab.-is^e - 4pt canton : *Plouezoc'his...* - pl. - NALBB pt 71) *Lanveuriz^{*}*
LANMODEZ (Tu < NP Mau\dez) *LANV(A)ODEZ*
LANMODÉZIEN,-NE (hab.-is^e - pl.) *Lanvaodeziz^{*}*
LANN-BIHOUE (NL & *bagad*) *LANN-BIHOUE*
LANNÉANOU (v-br *lan leanou*) *LANNEANOU*
LANNÉBERT (NL Go 13° < *Eber*, *Iber*) *LANNÉBEUR* (*Lan'beur* - Go)
LANNÉBERTOIS,-E (hab.-is^e - pl. - Go) *Lann'beuriz^e*
LANNEUFRET (L 11° Lan Uuiurett & 1330 Languefret - *Lan-* & NP *Gwевret*) *LANNEURED*
LANNEUFFRETOIS,-E (hab.-is^e - pl.) *Lanneurediz^{*}*
LANNEVEN (T / NP Even & var.) *LANNEWEN*
LANNILIS (L gl *Lanna ecclesia* & anc^t *Ploué-Diner* / Thénénan - NALBB pt 10) = *LANNILIZ^{*o}*
LANNILISIEN,-NE (hab.-is^e / NALBB pt 14 n° 006 *Kernilizis^e* & *tud Lanniliz*) *Lanniliziz^{*}*
LANNION (12° < Lan- / Iudon > Iuzon - NALBB pt 47 Berlawene - Lannuon vras ; GR *Lannuon*)
LANNUON : *marc'had Lannuon (d'ar yaou)*
LANNIONNAIS,-E (hab.-is^e - pl. / *Plouberis*, *Pradis^e* & *tud Berlawene Lannuon*) *LANNUONIZ^{*}*
LANNO (NF < T : Monsieur Lanno - *an aotrou*) *Lanno^u*
LANNOU (NF : Maurice Le Lannou, géographe / habitant au Lanniou Pll - gaul.-celt. *landa* > lande & *lanne* oc > germ. *Land-er*) *al Lannou / el Lannioù*
LANOUÉE (forêt 22 gallo - Lanoes 820 Cart.Redon < *Lan-* & (*g*)oes / gln *nauda* > noé, noue, NF) > *Lannoue*
LANRELAS (13° / gallo *Lanr'la*) =
LANRIEG (NL Ki Riec - sur-Belon - *Rieg* < *ri*) *LANRIEG*, (adage Le Recteur y est marin) *Person Lanrieg zo moraer (Person Benoded zo ploñjer - L<YR)*
LANRIVAIN (15° / NP Riwen) *LANRIVEN*, (loc^t E) *LARUEN* (& cf. NF Larivain - Guingamp)
LANRIVOARÉ (L - Lan- / Riware & var. / v-br *ri-guare*) *LANRIWARE*
LANRIVOARÉEN,-NE (hab.-is^e / *potred Sant-Riwal* - pl.) *Lanriwareiz^{*}*
LANRODEC (15° - Lan- / *rod* - NALBB pt 65) *LANRODEG* (hab. -is^e /-isiane)
LANRODÉCIENS,-NE (hab.-is^e - NALBB n° 006 *Lanrodisiane* / LC 1900) *LANRODEGIZ^{*}*
LANSOÑNEUR (NF - var. / *Soner-ion* ?) > *LARSONNEUR*
LANSQUENET (15° < all. *Landsknecht* valet de campagne = *mevel tieg / tiegezh*) *LANSKANED* m.(-ed) : (jeu) *c'hoari lanskaned*
LANTANA (lat. Sc. < gaul.) > *LANTANIER*
LANTANIER (19° & « lantane », *lantana* < gaul. *viburnum lantana* - viorne ancienne) = *lantana*
« **LANTEC** » (bretonnisme 44 < Batz-sur-mer : poisson de roche < blennie - cf. Icht. AGB n° 273 *touseg-mor* L-T & *blounteg* Lu, *penntoufan* Go, *tourc 'hig* T & *penndrouilh / lonker*, *ar soner* T syn. & *libountr* - Ouessant / Molène : *rouanes^e*, *lonteg* Ko / *lontreg*, *lontrog* var. L & *tourlonk* - Big., *bigachenn* - Sein, *mordouseg* K-W, *morlonteg* Ki & *morlonk* Wu, *loch penn-teo* Ki, *loSteg / yann* - Groix & Big., *yann,-ig* - Pgt & Wu *baous / er 'abos...*) *LONTEG / LONTREG* m.-ed

LANTERNE (11° < lat. < gr λαμπτήρ / lampe – gall *llusern*, irl *lóchrann* / v-br *lucern* ; C. *lantern*, GR *letern-ou*, *lantern-eü*) **LETERN** m.-ioù : lanterne de wagon de queue *letern an tren*, lanterne sourde *letern dall*, lanterne rouge *letern ruz*, (fig.) *diwezhañ diwezhañ (hini)*, (refrain 18° - Les aristocrates) à la lanterne ! *an istokrated ouzh al letern ! / letarn* (Li<YR / J.Conan), (W<PYK) *lantern tampet* ; (voiture pl.) **GOULEIER** ; maison à lanterne (de Morlaix) **TI PONDALEZ** m. ; lanterne d'Aristote *beg teureugenn* (& *tournous* AGB) m.-où ; faire prendre des vessies pour des lanternes *lakat da grediñ e vez hanternoz da greistez*

LANTERNEAU (19° / 18° & lanternon) **LETERNIG** m.-où

LANTERNER (16°) **LUGUDAñ,-iñ** (Ph), rester (*chom da d*) **TORTal** (T & Prl *da zigarkat**)

LANTERNIER,-ÈRE (GR *leternier-yen,-ès-ed* allumeur & fabricant) **LETERNER** m.-ien f.1

LANTERNON (18° - var.) > **LANTERNEAU**

LANTIC (13° Lannitic & cf. Notre-Dame de la Cour - Go<P.E. - *Itron Varia al Lez*) **Lantig**

LANTILLAC (NL – 56) **Lantiliég** (*Oab*)

LANTILLAIS (NL Pluduno 22<OF / L'Antillais & *an Antilhez**)

LANTON (NL 33 < gaul. Lantos – Rob. NP / NF L'Anton *an Anton*) =

LANUÉJOLS (NL Gard, Lozère < gaul. landa / lano- plein & -ialon : défrichement / oïl >-euil) =

LANUEJOULS (NL oc < gaul. landa / lano- & suff.-ialon : défrichement de lande - gall *tir ial* & NL *Noâl - Pondi...*) =

LANUGINEUX,-SE (16° < lat.) *gloanus*

LANUSSE (NL div. < landa : lande – D 165) =

LANVAL (NP lai de Marie de France 12° - 'en breton' / Iannual v-br *Iunuual* LF) =

LANVALLAY (12° Lanvalei < *lan-Bachlae* / Ploubalay 22 & Frouthalay, sant Balay, Trévalay – gallo Lanvala) = *Lanvalae / Lanvala'*

LANVAUDAN (56 - 15° / NP Modan) **LANVODAN**, (loc^t) **LOVEDAN** : *Pichon a Lovedan*

LANVAUX (landes de L. & Lanvaus / 1775 - *de lanvaus de gavouit er ral*) **LANVAOS** /-**VAOZ***°

LANVELLEC (14° Lanmeleuc - Ti - saint Mel(l)euic / *beleg* - NALBB pt 43) **LANVELEG**

LANVELLECOIS,-E (hab.-is^e - pl. - NALBB n° 006) **LANVELEGIZ***

LANVÉNÉGEN (K – 56 - 16° *Languenegean / Lenmenezen* - 1630 & *sant Gwenegan / Konogan*) **LANNEJEN** /-**IJEN** /lānijən/ (Prl / kanton ar Faoued - NALBB & *tud Faou'd*)

LANVÉNÉGENOIS,-E (hab.-is^e - pl. - *tud Lannijen*) & *Lannijeniz**

LANVÉOC (-Poulmic < *Maeoc* & Mic / *sant Vig*) **LANVEOG**, (loc^t) **LAÑVO**

LANVÉOCOIS,-E (hab.-is^e - pl.) *Lanveogiz**

LANVÉZÉAC (NL gaul.-ac /-eg) **LANVEZEAG** /-**ZÊG** (*Kaouenneg-Lanvezêg - kanton Lannuon*)

LANVIGNEC (Go *sant Gwiniég / Gwiniég & sant Vineg - an Uhelgoad*) **LANVIGNEG** (*Pempoull*)

LANVOLLON (12° *Lanwollon & Lanuuollon* < Vollon NP 7° irl. / uallum lat. ?) **LANVOLLON**, (loc^t - Go) > **LAN'LON**, **LANNOM**, **LAN'ON** / **LANNON** : *marc'had Lannon zo brav* (Go<KC)

LANVOLLONNAIS,-E (hab.-is^e / *Goud'linis, Plianis^e* - kanton Lan'lom) **LANVOLLONIZ***

LAO (laotien) = *lao al Laos*

LAON (NL 02 < gaul. Lugudunum / NP Alauduni & anc^t *Bibrax* > *Bibracte*) *Laon*

LAOS (18° & *yezha lao*) = *al Laos & Bro-Laos*

LAOSTIC (var. - lai Marie de France) > **LAUSTIC**

LAOTIEN,-NE (19°) = *Laosian* ad. & m.-ed f.1

LAPALISSADE (19°<NP chanson La Palice & NL – ur) "*gwir eo ar wirionez*" < *n'eo ket gwir ar wirionez* ? (& rim.VF *M'en tou, Herve*, 'oa alet ar vuoc'h p'en doa gwelet al leue !)

LAPARATOMIE (18° < gr λαπάρα lapara : flanc /-tomie) = *laparatomiezh* f.-où, & (ur) *skej tor* (& *korf*) m.-où)

LAPENNE (NL Aveyron gaul. penno- / caput > chef, tête) > **PENNE**

LAPEMENT (17° ; C. *lappadenn*, GR *feunteun lappicq & lappadenn-ou*) **LAP** m. (dim.-ig) : fontaine à chiens *ur feunteun lapig* (NL Carhaix – grand-rue & div. NL), (un lapement) **LAPADENN**(IG - dim.) f.-où

LAPER (12° < onom. ; GR *lappa,-eiñ*) **LAPañ,-iñ**, (à répétition - itératif) **LIPATA** / **LIPETat** (W<PYK chiens), (& haleter en lapant) **HALPiñ**

LAPEREAU (14° / lapin – *laparo* portug. ; GR *conifflicq*) **KOULINIG** m.-où, *hanter gonifl* m.-ed
LAPIAZ (pl. **LAPIÉ** – Géo.<dial. Jura - NL & var. : éboulis de pierres < lapis -lazuli) = *ul lapia(z)*
LAPIDAIRE (13° < lapidis lat.) *bener mein* m.-ien ; (fig. ad.) **BERR-BERR** : *honnezh zo berr* (Go)
LAPIDATION (17° < lat. ; GR *labezadurez,-erez*) **LABEZEREZH** m.-ioù, **LABEZADUR** m.-ioù & *labezadurezh* f.-ioù / (caillassage) **MEINEREZH** m.-ioù
LAPIDER (10° < lat. / lapis - cf. lapis-lazuli لاورد *lâdjaward* pers. < sanskr. / azur ; GR *labeza* : *hon Salver a viras oud ar Yuzevyen ne labezzent ar c'hrecq bet en avoultryaich*) **LABEZAñ,-iñ,-o** : *labezañ a daolioù mein* (T<JG) = *lapidañ,-iñ*, (caillasser - vb 2) **MEINATA**
LAPIDEUR,-SE (16° Littré - agentif.) **LABEZER,-OUR** m.-(*er*)ion f.1
LAPIÉ (pl.) > **LAPIAZ**
LAPILLI (Géo. < it. / lapis lat. - dim. – pl.) = *lapilli*
LAPIN,-E (15° < (celt.)ibère ou ibéro-romain lapp- LF / conil < lat. & gall *cwningen*, irl *coinín* : *rabbit* & قنون *g(u)enoun / qanûn* ; C. *Conicl*, GR *coniq*, *conifl* & *coulin-ed* – lapin de garenne) **KONIFL / KONIKL** m.-ed f.1 & *-enn-ed*, **KOULIN** m.-ed f.1 (Parc coulin) var. (E & Prl) **KOUNIF'** f.-ed : *tad-kounif / ar vamm-gounif* (E / Prl *ur gounif, do'ein kounifed / Ph do'i konifled*) / (domestique surt' Ph) **LAPIN** m.-ed f.1 : *un neizhad lapined* (T<JG & *eun neijad lapined* Go<KC), cabane / cage à lapins *loch, kraou lapined*, le coup du lapin *an taol lapin* (Ph), (arg. Tun.) **LAP'** & (surn.) *Izabel vinik* ; chaud lapin = *ul lapin (evel e dad – Ph) & an tan en e c'haol* ; poser un lapin *dalc'hen ub war vrank*, (Arv.W < Drean) *gober fas-koad da unan, & bet v\fas-koad* (T<DG & Ph)
LAPINER (18°) **DOZViñ** (*lapined / lapineta* vb 2)
LAPINIÈRE (19°) **KREIER LAPINED** (pl *kraou*)
LAPINISME (20° - appr^t : *al*) **LAPINETA** (& Ph vulg^t [*eno e vez*] *an eil o lammat ba toull egile & ober bugale evel lapined*) & ça c'est du lapinisme ! *ar re-se zo lapined 'hat* !
LAPIS (16° lapis lat. : pierre & bleu azur < لاورد *lâzaward* & azuré لاوردی *lâzawardi* – lapis-lazuli / Perse & persan) *maen-pers* m. (pl.) *mein-*
LAPLACIEN,-NE (Mat.<JM) *laplas^sian*
LAPON,-E (16° - péjor. < haillon - suéd. / Sami - F&B 19°<CCh *Laponet*) **LAPON** m.-ed f.1 : *g'al Laponed*, (lang.) *laponeg* m.-(*où*)
LAPONIE (Lapon - péjor. / Sami) NL *Laponi(a)* : *al Laponi, & Bro Laponia*
LAPS,-E (13° < lat. - pp vb labi – relig. : laps et relaps GR *couëzet hac azcouëzet – en hugunodaich*) = *kouezhet hag adkouezhet / faziet hag adfaziet* (& var.) ; laps de temps (& dim.-ig) **HERRAD** (Prl), ^H**EURTAD** (Ph), **LAZIAD / LAJAD** (T), **PRONTAD** (YG / Wi *prantad*) m.-où & dans un laps si court *war an taol berr evel-se* (Go<FP)
LAPSUS (19° lat. : lapsus calami / linguæ) *fazi(ennoù) pluenn / teod* m.-où (& *manket ma zeod...*)
LAQUAGE (19° - n.vb. : *al*) *lakenniñ*
LAQUAIS (15° - prov.-oc ou catal. < ? *al qā'id* ; GR *lacqès-icq & foët-fancq* < *micher ur pautr lacqès eo foëtta fancq ha foëtta drez*) **LAKEZ***° m.-ed & *lakizien, lakichen, lakijen* (Ph / Prl *laces*) : *paour kaezh lakez dister !* (Pll<YP, Lu<JR, FV *Falla*° *lakez zo er vro / Eur pabor war e veno*)
LAQUE (15° < arabo-pers. < hindi لك *lakk / el-leukk*) *lak* coll.-*enn*-où (cire *koar / koer* < cera lat.)
LAQUÉ,-E (19° < vb لك *lakk*) & canard laqué (*kig houad lak(ennet)*)
LAQUELLE (f. / lesquelles) > **LEQUEL**
LAQUER (19° < لك *laque*) *lakennañ,-iñ*
LAQUEUR,-SE (19°) *lakenner* m.-ion f.1
LAQUEUX,-SE (ad. < لك – *livioù*) *lak*
LARAIRE (16° < lat. / dieux lares) *aoterig* f.-où
LARBIN (19° arg. / habin : chien) **KRAK-LAK** m.-ed (Ki<YE *krak-lakez faquin*) ; traiter en larbin *gober un deis'i douzh (ub – KW) & (arg. Tun. 19°<NK) c'hweler / c'hwiler* m.-ien (*Boulvriag* f.1)
LARBLAISE (arg. Brest - AIB) > **LARBLÈSE**
LARBLÈSE /-LAISE (arg.Brest) > **ARB(E)LÈSE**
LARCHANT (NL 77 < Liri-cantos – gaul. cantos > chant : circonférence & Cantal, canton etc.) = **LARCHANT** (NF & Arhant, Arhand – T : *Yann*) *Arc'hant* (T & chez J.Riou) & NF *an Arc'hant...*
LARCHANTEC (NF Ku etc. / Arhant & var. - cf. Largenté 22 - argenté pp) *an ARC'HANTEG*

LARCIN (12° < lat. / latro- > *laer, lladr* ; C. *lazroncy* = GR *laëroncy-ou* & (*s*)*carzerez, scraberez*, larcin manifeste *qemeret var an tom*) **LAERONSI** f.-où (& cf. Prl « *libin* » filouterie), à l'affût d'un larcin *war ged da laerezh* (T<JG & *laeradennoù* vols)

LARD (12° < lat. - lar(i)dum / gr *λαρινός* ; gaul.-celt. NP Moccilo /-ino & corn *mehin / behin* ; C. *lart graiffe*, GR *qicq-sall / qicq-houc'h, moc'h*, gras à lard *lard-p(u)ilh, lard-teil*, petit lard *briz-qicq, hanter-lard* W, maigre du lard *qicq-treudt* – de porc salé & frç Bret. - bretonnisme) **KIG-SALL** m. : *un tamm mat^e a gig-sall mad* (Ph<JLR), (*biskoazh kemend-all*) *debret ar c'hazh g' ar c'hig-sall !* (humⁱ), mangé le lard (au Carême Protestant 16°<Cl.Marot) *debret kig-sall*, (& fig.) **LARD** m. (& ad. – NF Lardic / Lardoux) : *lard kanded* (lard du ventre de porc / demi-gras *hanter-lard*) ; petits bouts de lard dans le *lipig* du *kig-ha-fars* (*grillou*^o Li<YR) ; faire du lard **LARTAat*** & (au lit – GR *cousquet pell-amser*) *ober teil tomm* ; gros lard **SAC'H TOAZ / YOD** m. *sier & lard evel ur go(z Ph)*, tête de lard **PENN-TOAS**^e m., *penn geud !* (TK<MxM), *penn teo*^o ! (T<JG) (& *penn-to(u)s^eeg, -touilh*) ; lui rentrer dans le lard *mont da (ub, d'e ler)* ; (arg.Chon<BTP cochon) **YUDER** m.-ien : *trap din ar yuder*, (arg.Tun. 19°<NK) **SOAVON** & *kongo* m., (arg. projur Morlaix) *sant-Nikolaz*

LARDER (12° ; C. *largezaff / lardaff* oindre, GR *largeza* : *qicq largezet / lardeëiñ*) **LARZEJañ, -o** (*e damm kig*), **LARJEZENNiñ / LARDE(Z)iñ** (W / 'larder son pain' Prl *lardein e vara / lejennet*), (de coups de couteau) **KOUNTELLATA** (*ub*)

LARDIÈRE (NF / Lardoux) > **LARDOIRE**

LARDOIRE (14° ; C. *largezour*, GR *larjouër / lardouer-eü*) **LARJEZOUR / LARJOUER** (var. W) **LARDER, LARDOUER** (fig. Prl **LAJOUR** langue & cf. Ph *lardigenn*) m.-ion f.1

LARDON (12° < lard & suff. ; GR *larjenn*) **LARJEZ / LARDEZ** (W NF Malardé / *Meurlarjez* Mardi gras – ALBB n° 444) coll.-enn-où : *kig lardez, larjennnoù* ; (enfant) **GROSARD** m.-ed f.1 (Ph & *flemmadenn* – sens anc.)

LARDONNER (vb) **LARJEZENNiñ / LARDEZENNiñ**

LARDOUX (NF surn. / charcutier & Le Lardoux / Lardic & Lardièr etc.) > **LARD...**

LARE (15° < lat. Lar-is : *anaon gaezh*) =

LARFEUILLE (arg. Chon<BTP / portefeuille) **TAMM-LÉR** m.-où-

LARGABLE (20° - *hag*) *a c'haller largañ* (& *mont diganti / f.*)

LARGAGE (20° - n.vb. : *al*) **LARGAÑ** (*ud & ud / MONT DIGANTI...*)

LARGE,-MENT (11° f./larc < largus lat. ; gaul.-celt. *litanos - ie / gr platus, v-irl lethan* > *leathan*, v-br-gall *lidan*, gall *llydan* & théonyme *Litau* & *Letavia* NL continent > v-irl *Letha*, v-gall *Litau* > *Llydaw* : *Britanny*, v-br *Letau* ; C. *ledan & larg*, GR *ledan & ec'hon, larg* Mar. – NL *Lédano* Go, NL *Kerledan* Ph & *Guerlédan*, NF courant *Lédan* = Mat.<JM) **LEDAN** ad. & m.-où : *un tok ledan, un den ledan, ledan o spered* (Ph *frank* ample, spacieux), (fig. < Mar. - large) **LARG** ad. (**LARK***) & m. : *tud lark, aet larg e-barzh, lark-kaer & al larg /* (de large) **LED** m.-où : *kant metrad led* (& *ledanded, ledander* C. largeur), le large (*ar*) **MOR DON** m. (& GR aller / mettre au large *monet el larg, er maes, e doun vor*) **ER-MAEZ** : *mont er-maez, er-maes da Eussa^e & boutañ 'maez* (Go-T), vent du large **AVEL-VÊZ**^o (T<JG / mer venant du large *a-leo^o eo ar bern-mor*), (Mar.<Ki hauteurier) **KREIZ** : pêcheurs hauteuriers *paotred a greiz, pesketa da greiz, WAR-DAL* : *war-dal* Penmarc'h, *war(-dal) ar Maen* ; en long et en large *a-hed hag a-dreuz* (& *a-dreus^e hag a-hed*) ; je n'en menais pas large *me a oa bec'h warnon* (T<JG/Ph *bale moan* filer doux) ; prendre le large *mont larkoc'h* ; largement ouvert **DIGOR-FRANK** (*he eskell*) ; largement 12 km *kreñv da deir lew^e* (Are-Ph & L<MM largement un mètre de plus *kreñv da ur metr uhelloc'h*), du monde très largement (excl. & du renfort) *kreñv tud a oa & kement ha ma daou zorn, reud !* (T<JG) ; (excl.) **LARGIG !**

LARGENTIÈRE (NL Ardèche < gaul. argento) =

LARGESSE (12° ; C. GR *larg^eentez / largante & rei larg* adv.) **LARGENTEZ** (Prl *largante*) f.-où : leurs largesses *o largentezoù*

LARGEUR (12° ; C. *ledander* = GR & *ledanded, led, lec'hed* : *ne deus qet a lec'hed, treuz ur meud* – Mat.<JM) **LEDANDER** m.-ioù / **LEDANDED / LEDANENTEZ** f.-où (Ki<GG), **LEDANEZ** (Dp-Ki) : *ledander an ti* (Ph), *ledanded spered, kedanez an hent* ; (laize, lé) **LEC'HED** m.-où,-joù : *lec'hed an hent bras* (Ph & *10 m led* de large) ; (petite largeur) **TREUZ** m.-où & pl. - seuil) : *treuz daou viz* (Ph) & *keid an treuz hag an hed* (T<JG / *keit-ha-keit**)

LARGHETTO (Mus. < it. / *largik*) =

LARGILIÈRE (NF < argile NL Priellec / NF) =

LARGO (18° Mus.<it. / esp. : *larg*) = *largo*

LARGUE (16° < it. *largo* – Mar. ; GR *larg* : *avel larg, emaint el larg*) **LARG** m. / **LARK*** (ad.) : *avel lark*, il est au large *larg eo ganti* & quand le vent vient au large *pa ro an avel* (T<JG) ; grand-large (& au grand large) **LARK-KAER** : *mont lark-kaer*

LARGUER (17° / ad. ; GR *larga* : *larg^{it} ar scoudt*) **LARGañ,-iñ** (tous sens) : quand j'aurai largué mes bêtes *pa vo larget ma saout* ; largué (psychologiq^t - fig. Ph) **KOLLET NET**

LARGUEUR,-SE (Mar.) *paotr al largañ m.-ed /-our m.-ion, & (hag) a ver larget gantañ / ganti* (f.), (appr^t - prenant congé) **KIMIADER** m.-ien f.1

LARIDÉ (& « la ridée » - danse : danser "la ridée" *dañsal a-ruz** W<GH / *a sailhoù* la gavotte)

LARIDE f.-où : *ul laride (mod Bro Gwened)*

LARIFORME (Laridae : goélands, mouettes, sternes *gouelini / skraviged*) **EVN GWENN** m.-ed

LARIGOT (15° < tire - l'harigot ; GR *eva qen na fu, & a c'hoary gaer = EVañ*) **SOF-KONT** (T)

LARIVAIN (NF T-E / NL Lanrivain Ku **LARUEN** / **LARI^vEN** /'larjøn/ - E & Go<KC *Lariven*)

LARME (13° < lacryma lat. & var. < dacrima - Littré gr δάκρυ & *tagr* goth. / *tear* angl. & *zahar* all. - anc^t - ie / v-br-gall *dacr*, gall *dagr*, v-irl *dér* > *deoir* ; C. *dazrou*, GR *daëlou, dareü* : fondre en larmes *squilha daelou druz / deuit ul loumicq din, mar plich*) **DAEROÙ** pl. (sing.-enn : *daeraouenn-ig-où / un dâer /da.r/ W*) > **DAELOU** : *skuilh daelou* (Ph / Li<YR *skuillad° daelou* verser des larmes & *Moger an daelou* Mur des lamentations L.Clerc 1901), *un da^r àr e vougenn* (W une larme sur la joue), larmes de crocodile *daeroù / (g)ouelou ki, sinoù* pl. ; (méton.) **DOUR** m. (fig.) : les larmes me venaient aux yeux *dont a rae an dour war ma daoulagad* (Ph trad. & usu^t / Prl *do.r ba he daoulagad*, T<JG *un dakenn dour war he daoulagad*, pleins de larmes *beuzet ma daoulagad*, au bord des larmes *tost an dour* Li<YR / GR *daelou en e zaoulagad*), pleurer à chaudes larmes *gouelañ dourek** (Ph & L *doureka* / Li<YR **STERVENNa°** *he deus great* / **STERVENN** f.-où mélange de larmes et de morve ou mucus) ; (goutte) **LOMM(IG)** m.-où (cf. Ph *takenn*) & *'mo ket 'med leizh ma lagad* (T<JG & cf. Ph *beskennad* dé de...) ; crise de larmes **GOUELADENN** f.-où (Ph-Prl) & *barr gouelañ* m. / **GARMADENN** f.-où (T<JG)

LARME-DE-JOB (& larme-du-Christ < lacryma-Christi – plante) *daeroù Job / Krist* pl.-aouenn

LARME-DU-CHRIST > **LARME-DE-JOB**

LARMICHETTE (GR *loumicq*) **LOMMIG** m.-où (& *loumou(igou)* - L pl.), **LONKIG** m.-où (Prl & cf. Ph *lichennig & lopadig gwin gwenn / betek hanter ma gwerenn*)

LARMIER (14° / marme < lacryma) *sac'h an daeroù* m. (pl.) *seier*

LARMOIEMENT (16° n.vb. : an) *daeraouiñ*, (pleurnicherie) **SKLANKEREZH** m. (& sens pl. Ph)

LARMOR (L'Armor ; gaul.-celt. Aremorici gl V 5° ante marini, gall *arfor(dir)* : *coast (land)* / Connemara Irl - mer Gén. ; NF Larvor, Larvol < NL partie maritime de commune littorale ex. Larmor Loctudy, Larmor-izel Plouézec 22 & Lermot - Hillion etc.) **AN ARVOR** (& NF *an Arvor*)

LARMOR-BADEN (anc^t Guer^{ndut} - 17° *gwern\dud* / Baden en 1924 & "Itron *Varia an Arvor*" chapelle & cantiq. / W 1775 *er mor a vadenn^e*) *en ARVOR-BADEN*, (loc^t) **AN ARVOR**

LARMORIEN,-NE (20° - hab.-is^e - Larmor-Baden & Larmor-plage... - an) **ARVORIZ***

LARMOR-IZEL (NL Plouézec Go 22 - entre le Cosquer & Port-Lazo) *an ARVOR-IZEL*

LARMOR-PLAGE (56 / Ploemeur en 1924 / Larmor-Baden anc^t quartier de Baden) *AN ARVOR (-LOKMARIA – nom du bourg)*

LARMOR-PLEUBIAN (Tu / 11° Plubihan, Plobihan 12° < *Ploe bihan*) *AN ARVOR-PLEUVIHAN* (cf. *an Erw en Arvor-Pleuvian*)

LARMOYANT,-E (15° part.prés. ; C. *dazroueus*) *daeraouiüs / SKLANKUS*, (personne) **SKLANKENN** f.-ed (K<FK & cf. Ph *sklanker* 'cloche' - clochard au sens large, mendigo)

LARMOYER (12° - C. *dazrouiff*, GR *daëlaoui*) *daeraouiñ, SKLANKal* : *dihan da sklankal !* (Ph)

LAROSE (NF 22 & Suisse / Larousse) > **ROSE**

LAROUSSE (NF > Dict. لاروس - f. / NF Leroux, Le Roux *ar Rouz, Rouzig*) > **ROUX, ROUSSE**

LAR(R)E (NL & Larres anc. frç *larris* = lande / gaul.-celt. & cf. > basq. *larre* lande) =

LARRET (Li / Perret, Kerret - Bolazec & Rhedou... < *lan-red*) **LARRED**

LARRON,-NESSE (11° < latro,-onis lat. & gall *lladr-/ lleidr, lladrones, lladrata* ; C. *Lazr*, GR *laër-on* : *laër qesecq, gouilh* : *laër a-fedt-nos, laëresicq*) **LAER** m.-on /-ien (voleurs Ph & NL Coat-lerien - Go) f.1 : le bon et le mauvais *al laer mad hag al laer fall*, entre deux larrons (Jésus) *etre daou laer* & ces deux-là s'entendent comme larrons en foire (Kerenveyer 18° / 90) *an daou zén zé en hem gleo evel laëron er foär* & (voleur de nuit – puni différemment en Droit celt.<LF) *gouilh* m.-ed, NF Le Gouil ; l'occasion fait le larron (L<JCM) *an ezomm a ra ar pec'hed* ; (voleuse d'eau – évacuation / *kan-foll, sklotur* – Ph) **LAEREZ** (f.1)

LARRONNEAU (GR *laëricq, laër bihan* / NL Coat-lerien Go pl. / Toullaëron Ph, Toull-al-laer) = **LARSEN** (20° < NP Larsen) = *un tamm larsen* m.-où

LARSONNEUR (NF L & Lansonneur < Teleg. & Larçonneur GM - cf. ? *an / ar Sone(u)r* - L / NF Lharçonner 17° & 15° < GM *an Harsçonner* < *arson an dibr* GR / cheval d'arçon & anc.fr arçonier : fabricant d'arçon / arc - Rob.) *an Arsoner,-eur* (m.-ien f.1)

« **LARTO !** » (arg. Wi = pas possible ! - dites là !) *lar 't ho !*

LARVAIRE (19° < larve & dim. JG - *stumm* / VI-IG) **UÏIG**

LARVE (15° < larva lat. / fantôme & Lara, larunda déesse des morts : figure de spectre – gall *cynrhonyn, pryfyn* / *larbha* irl. / C. *controunenn* 'ver de lard' & pers. T<JG) **KONTRONENN** f.-ed (coll. **KONTRON** & var. Groix & Wi > *kerhon*), (œuf – C. vy & ALBB n° 597 var.) **UI** / **VI** < **WI** (TK & gall *wy, wÿ*) m.-où : pleins de larves *leun a vioù int* (Ph & *un ui* / *vioù* Pll, *biskoul(enn)* chenilles, *preñv gwenn* ver blanc / larve de hanneton & larves de taupins *preñved-orjal* T<JG & *lan a uieù* W / Heneu) & *kroeañs* (f.-où – sens coll.)

LARVÉ,-E (19° pp / v-br-gall *gor* & irl *heat* – of incubation) **E(N) GOR** : *ur c'hleñved, brezel e gor*

LARVER (fam.) **PLADOREN***Nañ,-iñ* (*da sul*)

LARVICIDE (20°) **LOUZOÛ UIOÛ** m.-eier

LARYNGALE (Ling. H - ie & ex. - onoma ὄνομα / C. *H-anu*) = *kensonenn H* (f.-où)

LARYNGÉ,-E (ad. / pp & n. > ad. - infection laryngée - *droug*) **KORNAILHENN**

LARYNGECTOMIE (19° < gr) = *lam kornailhenn* (m. - n.vb)

LARYNGIEN,-NE (18° ad. / gr - ton) *kornailh(enn)*

LARYNGITE (19° Med. – gall *laryngitis*) = **DROUG K\GOÛG** m.-où (Ku & Prl > *drou'goug*)

LARYNGO- (gr *λάρυγξ, larynx*) **KORNAILHENN**

LARYNX (16° < gr *λάρυγξ, larynx* : gosier ; gaul.-celt. *geusiaë* ; C. *Cornailhenn* 'gargate', *garguta*, GR *becg an treuz-gouzoucq*) **KORNAILHENN** f.-où (& *korzailhenn* gosier Pll<PM & *gourlañchenn* pharynx, *lañchenn* langue - fam' syn. Ku & *garloc'henn* / *gargatenn* f.-où Wi<FL)

LARZAC (NL & *gardarem lou Larzac* – oc 1980 - cf. **LARZE**) *dalc'hamp al Larzac !*

LARZE (NL & var. *Larsa...* : bois de mélèzes < *larix* lat. & cf. NL *Larzac* /-ac(on) - gaul.-celt.) =

LAS,-SE (1 - 11° < lassus lat. ; C. *faez* & *las*, GR & très fatigué *squyz-bras,-maro, fatic-bras, acic*) **FAEZH** : *n'on ket skuizh, met faezh* (Pll<YR), *erru faezh gante* (Prl « *fẽ.net* » *gete* : **FAEet**), (Douarn.Ki / gaul.-celt.) **DARN** : *me zo aet darn, YO(U)ST* ((T<JG/Ph / *skuizh-divi*^(s), *skuizh-mar*ⁿ)

LAS ! (2 - 12°) **ALLAS !** (& *siwazh !* hélas !) : **Las !** Où est maintenant ce mépris de Fortune ? (16° - J.du Bellay) *'Laz ! 'Menn ema bremen dismeg ar Blanedenn ?*

LASAGNE (15° it. *lasagna* pl.-e / losange < gaul.-celt. *lausa* > *lauze* & cf. / losange) = *lasagn(a* /-e - *kig marc'h !*)

LASCAR (19° < persan *laskhar* soldat anc^t *Laskar* : Indien *Laskar* DD<Cmb / gall *llanc-es* – type) **LANKON** m.-ed (f.1) : des lascars dans la cour *lankoned bar porzh* (Ph usu^t / *lank* & NF *Lancon*) & sacré lascar (balèze phys^t) *ur pezh kristen* (T<JG) ; (caractère / poulain syn.) **EAL, EBEUL** m.-ien (Prl-Ph), **KAMPIARD** m.-ed : *kampiarded eus kêr* (Ph-Are & *skampiarded* / *abostol, pichon*)

« **LASKA** » (arg.beur < لصفة colle & vb لصق coller = arrête de me laska ! - de me coller / *pegus*) **PEG,-a'** : *honne' a beg !*

LASSEDEG (arg.-verlan) > **DÉGUEULASSE**

LASCIF,-VE,-MENT (15° < lascivus lat. - ie sanskr. *las(h)* jouer ; gaul.-celt. orge : occis, v-br *orgiat* / *oriad*, GR *orged, licq*) **ORGED** : *me 'gav ar merc'hed-se orged* (T<DG), personne lascive **ORGEDER** m.-ien f.1 (& *orgedenn, orgedez* f.1 & *friant-ell* sensuel, *lik* lubrique < lai, laïc)

LASCIVETÉ,-VITÉ (15° ; GR *licqaouerez*) **ORGEDIS** /-IZ*^o f.(-où)

LASER (sigle angl. *L.A.S.E.R.* - *light amplification by stimulated emission of radiatio*) *laser* m. (*lazher tud* / Ph *la'her tud...* tueur) : moulet dre *laser*

LASSANT,-E (17° part.prés. ; GR *doanyus, squyzus*) *FAEZHUS* : *labourioù faezhus*

LASSÉ,-E (GR pas lassé *disquyz*) *ERRU FAEZH* ; pas lassé *DIFAEZH, DISKUIZH-NET*

LASSER (11° < lat. & ad. ; C. *faezaff* vaincre & abattre / se laisser) *FAEZHañ,-iñ* : *dont a ri da faezhañ* (& cf. - syn. - E *futiñ*)

LASSI (20° < hindi : boisson) =

LASSIS (12° / soie) > **LACIS**

LASSITUDE (14° < lat. ; GR *squyznez, qicq-tor*) *faezhadur* m.-ioù (& *faezhidigezh* abattement, *skuishentez* Ph / *skuizhentez* fatigue)

LASSO (19° esp. Argentine *lazo* lacs) *las^s-bann* m.-où, *KORDENN WAR RISKLEREZH* f. *kerden* (Pll<PM / Rousseau en N^{elle} Calédonie - Kanaks au lasso : *tap' ar re zu g'ar gordenn war riskerezh*)

LASSON (gallo : collet nœud coulant) > **LASSO**

LASTING (angl. : laine peignée – gall ad. (*gwlân*) *parhaol* < vb *para* = *gloan*) *PARET*

LATANIER (17° palmier < caraïbe *alattani*) =

LATCHE (arg. – f. : honte) > *MEZH (RUZ)* f.

LATENCE (19° - C. *Cuzidigaez*) *kuzhidigezh* f.-ioù

LATENT,-E (14° < vb *latere* lat. – v-br-gall - ie - *cel*, gall *cêl, cudd(iedig)* / NF *Cuziat* & *en gor larvé, en gorto* dans l'attente, & *latent heat* irl *teas folaigh*) = *GOLAET, KUZHEDIG*

LATÉRAL,-E,-MENT (14°-17° < *latus* lat. / Letauia gaul.-celt. - continent > gall. *Llydaw* ; C. *Aun coftez* : *a un / kostez* adv., GR *avel-gostez, avel-dreuz*) *KOSTEZ* : mur latéral *moger gostez & avel gostez* (T / AB *a-gostez*)

LATÉRALISATION (20° n.vb. : *ar c'h*) *KOSTEZ(ENN)IÑ*

LATÉRALISÉ,-E (20° Med.) *KOSTEZ(ENN)ET / KOSTIËT*

LATÉRALISER (21° Polit.<Fr Infos Insoumise) latéraliser la politique (?) *ober politik 'gostez / KOSTEZENNiñ*

LATÉRO- (lat. : *latus* / *led-enn-où*) = *later(o)-*

LATEX (18° lat. / gr *λάταξ* reste de vin ; gaul.-celt. *late* > NL *Arelate* : Arles / Camargue & Arlet / Arlati It. / *latar* humidité) = *LAEZH* m. & coll. (fig. – gall *laeth* : *plant milk*) : (*euphorbe & latex laezh bleiz*, (suc de chèvrefeuille) *laezh gad*, (sperme) *laezh bo(u)c'h / laezh maout...*)

« **LATEYE** » (arg.beur : thé, & 'ote' : faire du lateye / شاي *chai* - *banne*) *TE(IG)* m.(-où)

LATERE (GR cardinal a *latere* - lat.) *kardinal a latere*

LATIFOLIÉ,-E (Bot. / folié) *deliaouet-ledan / a-led*

LATIFUNDIUM (16° lat pl.-fundia / *font & foñch-*) =

LATIN,-NE (12° < lat. / *Latium & latus* / *later* - terre > brique - Littré ; C. & GR *latin*) *LATIN* ad. & m.-ed f.1 : *gerioù latin, an Amerik latin, koll a ran ma latin* (j'y pers mon latin & *ma oremus*) ; voile latine *gouel gornek* f. & *telloù* (pl. / Tilly NP & NL Tilli-) ; carré latin *karrez latin*

LATINEUR (GR *latiner-yen*) = *latiner* m.-ien (f.)

LATINISATION (n.vb. : *al*) *LATINAD*

LATINISER (16° ; GR) *LATINat* /-Aat**

LATINISME (16°) = *latinadur* m.-ioù

LATINISTE (15° ; C. *latini ft*) = *latinisted*, & *latinour* m.-ion (& cf. NF *Latimier* traducteur latin)

LATINITÉ (14° < *latinitas* - lat. ; GR *latinaich*) *latinelezh /-egezh* f.-ioù

LATINO (US / immigrés d'Amérique latine) = *latino* (m.-ed,-ien - f.1) & latino-américain,-e *latino-amerikan*

LATIS (NR / Pô - It. Nord – gaul. & celt. *late* : marais humide / Are-late - D 166) =

LATITUDE (14° < lat. ; gaul.-celt. lit- & v-br *let-*) *LED* m.-où : *e hed hag e led, a-led hag a-hed* & coll.-enn-où (Mat.<JM) *led(enn) / 10° hedenn Kornôg*, (fig. opportunité) *LEC'HED* m.-où,-joù : ils avaient toute latitude pour raconter (& en rajouter - fig.) *lec'hed o doa-int da gonto* (Pll<PM), sous toutes les latitudes (Prl) *a-hed ha d'an treus^e*

LATITUDINAIRE (18° < lat. – laxiste / morale) *laosk an dalc'h (ganto)*

LATONA (NL anc. 21 < gaul. : plaine) > **LOSNE**

LATO SENSU (lat. - au sens large) = *en tu ledan*

-LÂTRE,-LÂTRIE (gr latreia < hebr. : servir / adorer) =

LATRIE (14° lat. eccl. < gr λατρεία - ειδωλολατρεία) : culte de latrie (GR) *an enor dreist pep enor* (a renter da Zoue)

LATRINES (15° lat. < lavatrina / lav- ; C. *Cachlech* 'lieu secret derrière la maison pour chier' = *teil*, GR *cac'hlec'h*, *cambr ar privezou & er garderob* - W) **RETREDOÛ** pl. (Ph usu' *kac'herezh* : *ar gac'herezh*, Prl *ar ga'heri, priveziou & gadrob / gablod*)

LATS (monnaie lettone - avant euro / *Latvia*) =

LATTAGE (16° - n.vb. / latte : ar) **GOULAZHIÑ**

LATTE (12° < bas lat. latta - all. *Latte* & germ. / celt. - *llath* gall *rod, wand & dspear, tree* ; v-br *lathou*, C. *goulazenn*, GR *goulaz-enn-ou* & W *goulah-enn*) **LAZH** f.-où : *al laz arar*, **GOULAZH** f.-où & coll.-*enn-ou* (lattes en châtaigner NL Kergoulas Pll / *belet(enn)* volige) ; (Mar. Li<YR) **LATENN** f.-où : *ur latenn, latennoù hir* (W<PYK) ; coup de latte **LAZHAD** > *la'had* f.-où,-jòu & (arg. = taffe - de fumée) **SACH** m. : *ur sach(ad) pe daou* (Ph)

LATTE (NF Fort La Latte & var. - 22 anc' Roche-Goyon - NP < ML *kastell*) *ar Roc'h-Goueon*

LATTÉ,-E (pp / NF Gloahec) **GOULAZHET**

LATTER (13° < latte ; GR *goulaza, goulahiñ* & battre – fil de la faux) **GOULAZHAñ,-iñ,-o** : *goula'ho ar falz zo govelad anehi^e 'gwelad/* (Ph), (battre) **FIBLIñ / KARGo** (*ar falc'h & ar falz*) ; (Ménis.) = **LATIñ** (Wi<PYK)

LATTES (NL Hérault portug. - celt.(ibère) ? gaul. late) =

LATTIS (15° - ur) **GOULAZHOÛ** – *kistin* (pl. & NL Kergoulas Pll)

LAUBERLAC'H (NL Pgt<HB) *an Oberlac'h*

LA(U)DANUM (néol. 17° lat < gr λαδανον *ladanon* : résine du ciste > opium dilué & emplâtre « laudanisé » / روح الفيون *rouhh el-afioun* âme de l'opium, gall *opiwm*) =

LAUDATEUR,-TRICE (16° < lat. – gall *canmol-*) *kanmeuler* m.-ion f.1 (cf. *roer / debrer mel*)

LAUDATIF,VE (18° < lat. – gall *mawl*) **MEUL / MEL** (& *en em veul* trad.), *meulus* (Diwan) & (*ger*) *kanmeulus*, (tenu) des propos laudatifs (*roet*) **MEL dezhi** (& cf. *kanmeulidigezh* panégyrique)

LAUDES (12° lat. eccl. – irl *moltaí / mol* ; GR j'ai dit mes laudes *lavaret em eus laudès*) = *laodes*

LAUDUN (NL oc Gard, Lauzun Lot-et-Garonne < gaul. laus- & dunon : fort de lause / Loudun < Lugdunum Lyon & Lion, Laon, Leyde etc.) =

LAUME (NL 21, Laumes / gaul. limon) > **LAME**

LAUNAY (NL & grève du Launay - Ploubazlanec Go / *ar Wern* & grève du Ouern / Loguivy-de-la-mer & Lan Ouern Go, Ouern T / Penvern Paimpol & Le Vern Morlaix, Poher / gaul.) **AR WERN**

LAUR (NF / h-br *laur* > *loriou & leur, lovr, lore*)

LAURA, LAVRA & LAURE (grec λάυρα *laura* : g^d monastère orthodoxe) = *laura*

LAURE > **LAURA** (prén. = *Laora* / titre de recueil GK **Lara**)

LAURÉ,-E (16° < lat. & GR *curunet gad lore*) **LOREET** (g'...)

LAURÉAT,-E (16° < lat.) *loread* m.-idi f.1 (& *maout / gouren*)

LAURENAN (NL 22 – BT 14° / Renan var. Ronan) *Lanrenan*

LAURENCE (prén. GR *Lauransa*) = *Laorañsa*

LAURENT (prén. C. *Lorancc*, GR *Laurens-icq*, *sant Laurens Sant-Brieg*) **LAORAÑS & Sant-Lor's**

LAURIER (13° / lor < laurus lat., v-br *laur* - ms Leyde, GR *lore-enn, guëz lore Spaign, delyou lore & barr / bod lore* NF Bolloré) **LORE** m.(-où) & coll.-*enn* : *lore-ki* (laurier palme, des haies Pll<LP usu' *lor' ki*), laurier rose (W1880PL *Ur huen Lauré a Spagn*) & *lore ruz-ros / lore tin* (laurier sauce) ; (arbre – Li<YR *lorvez / Crennvez* NL Callac) = **LORWEZ** coll. ; se reposer sur ses lauriers *kousked war al lore*

LAUS (NL oc : Lo Laus) > **LAUSE / LAUZE**

LAUSAN (NL Ain - 01) > **LAUSANNE**

LAUSANNE (NL Suisse & Lausan, Losanna < gaul. laus / los- / losange & onna : eau) =

LAUSE, LAUZE (19° & pierre lose, prov.-oc *lausa* pierre plate > toit de montagne, esp *losa* carreau < gaul.-celt. - cf. > losange **PYL 196** & *lasagne* it., NL Lauses, Lauzaz, Lauze & NR Lauzette & Lauzes Rousses, Lose(s) & dér. - fr-prov. / NF Lossouarn, NL Kerlossouarn / Loss- &

NL Padel – Bréhec : pierre grenat détachable en lauses & NL Mar. Pleumeur-Bodou "banc" en mer - tr Luzel 19°<DG gall *padell* : flat stone, pan & NF (Le) Padellec / Cléguerec etc.) *PADELL* f.-où
LAUSTIC (lai de Laüstic 12° Marie de France – à Saint-Malo - tr rossignol & 'nightegale' / gall *eos* v-br *aostic* Cart.Redon, NF Léost, Lestic) > *An Eostig*
LAUTREC (NL Tarn & NF < lautron gaul. - gl V 5° balneo : bains & suff.-acon / surface & C. *louazr* : *laouer* auge) =
LAUZACH (NL 56 /lozak/ & Lauza 14° - NALBB n° 186 /lop/ & lause) *LAOZAG*
LAUZE (19°) > LAUSE
LAUZERVILLE (NL 31) > LAUZE
LAUZERTE (NL 82) > LAUZE
LAUZÈS (NL Lot < gaul. Leucetio théonyme & éclairs *luc'hed*, Kerluffedec / *lausa* > LAUZE) =
LAUZIÈRE (NL oc – arête rocheuse) > LAUZE
LAUZUN (NL oc 47 / LAUDUN - dun) > LAUZE
LAVABLE (19°) *GWALC'HAPL* * (Prl > « *gorhla.bl* » / *golhein*) & (*hag*) *a c'haller gwalc'hiñ*
LAVABO (16° lat. - S1 & GR terme d'église *lavabo* – cuvette < latin) *GWALC'HOUER* m.-où, (lieu pl.) *GWALC'HERI* f.-où / *GOLC'HERIS*^s m.-où (W / NL Are Le Canndy *kanndi*)
LAVAGE (15° ; GR *goëlc'hadur* / *golhadur* & *goëlc'hadurez*, *goëlc'hidig^eez*) *GWALC'H* (*GWELC'H* - var. Ph / W *GOLC'H*) m.-où (déverbal) : lavage de pieds *ober ur gwelc'h d'o zreid*, (un certain lavage) *GWALC'HADENN* f.-où & (de voiture – interdit durant la sécheresse 2006) *ar gwalc'hiñ otoioù* (& *gwalc'hadur* /-aj,-erezh) ; (lavage de linge) *tammou KANN(añ d'ober)*, *ur c'hrogad kanno* (T<JG & Ph / une lessive id.), *KANNADENN* f.-où : *graet da gannadenn ganit ?*, lavage de cerveau *gwalc'hadeg empenn* & (Pll<PM clergé catho. / peuple jadis selon Protestants - *ober ur*) *mer spered* m. (& *subi* un tel lavage *ar re gozh-iou 'oa bet meret o sper'd g'ar sort-se* !)
LAVALLIÈRE (19° < NP / Li<YR & cravate) *FRONDENN* f.-où
LAVANDE (14° < *lavanda* - it. / lave ; GR *lavand*) *LAVAND* m. & coll.-enn,-jenn (fig.T mollasse) : *c'hwezh al lavand* (*hag ar ros / zo gant merc'hed Perros^e*)
LAVANDIÈRE (12° / buandière - gaul.-celt. *bucat-* & esp *lavanderas* = *bugaderes* catal. - Picasso & gallo ; GR & buandière *bugaderes*, *canneres* & *candyeres*, *couezeures*, *guënneres*, *-oures* & *guëlc'heres* - cf. *bergeronnette kanneres(ig)-dour* Ph) *KANNEREZ* f.-ed : *pa deue ar ganneres^e du-mañ* (Ph & *bergeronnette kannerez-dour*, *kannerezig beleg* - syn. Ki), *lavandière de nuit* (19°) *kanneres-nos^e* (Ph-T & *k.-loar*, *gwalc'herez-noz* W / *gwennerez* blanchisseuse & *kouezieres* K)
LAVANDOU (Le Lavandou < prov.-oc Lavaudou : lavoirs) =
LAVARDIN (NL 72 & 41 < Labrocensis - forêt – gaul.-celt. *labaro-* : loquace & *dunon* NL fort) =
LAVASSE (15°-19° ; PEll. 18° *gwelc'hien*, *goulion* W pl. – gall *golchion*) *GWELIEN* / *GWELION* (pl.-ien /-ion < *gwalc'h* / *gwelc'h-*) : *ur bannac'h gwelien* (eau sale, à cochons & pastis fig. T<DG), *reiñ gwelien d'ar moc'h* (Ph / Li<YR préparer) *GWELIENa°* / *GWELIENañ* (T), (trop liquide) *DOUR-KIBELL* m. (& T<JG *dourlaezh*, *doursistr*, *dourwin*), (*ur*) *bannac'h TEIL* (T<JG), *LAPAJ* m., (arg. Tun. 19°<NK) *TROTAJ* m. & *lavasse* (soupe), (arg. W - lang.kem.) *chilib* / *jalib*
LAVATORY (frangl. – gall *ymolchfa*, *tŷ bach*, irl *leithreas* /l'er'əs/) =
LAVOUR (NL Dordogne, Tarn oc & Vaur < gaul.-celt. *uo-bero* : ruisseau souterrain = *gouver-o^u*) =
LAVE (18° < *lava* – napolitain it. < lat. – gall *lafā* /lava/, irl > *laibhe* /la:v'ə/) *LAVE* coll.-enn (vase) & *maen-teuz* m. *mein-* (& cf. NL Jura / Laives)
LAVÉ,-E (17° pp) *GWALC'HET* (*GWELC'HET* / *GOLC'HET*), *KARZHET* (*an oabl*); mal lavé (vét. Li<YR / Loulou) *LOULLIG* : *he dillad^o zo loullig* ; mal lavée (coiffe T<JG) *TEÑVAL* (*ar c'hoefoù*)
LAVE-DOS (20° / *ober ur*) *GWALC'H-KEIN* m.-où-
LAVE-GLACE (20°) *gwalc'h-gwer* m. (cf. Ph *essuie-glace ROZELL-DOUR*)
LAVE-LINGE (20°) *KANNEREZ* f.1 (& Ph *mekanik kannañ* machine à laver)
LAVE-MAINS (15° / *lavabo* - lat. ; GR *aiguière guëlc'houër*, *bouilhouer*, *piñcin*, *golheriçz*) *GOLC'HERIS*^s m.-où
LAVEMENT (12° ; GR *goëlc'h-icq* / *golh* W & *clystère lavamand,-chou*) *GWALC'HADENN* f.-où (& *gwelc'h treid* / *Yaou-Gamblid*), (Med., vétérin.) *lavamant* m.-où, *-choù* : *lavamant ar gazeg* (Li<YR) & faire un lavement *spurjañ gant ur gorzenn* (T<JG & *clystère flistr-dour*)

LAVE-PONT (Mar.) *BARR-SKUBER* m.-où (& cf. NALBB n° 565/115 Big. : balai pour nettoyer le pont de bateau en houx etc.) *GARVELL* f.-où

LAVÉR (10° < lavare lat. / lessive, liqueur & gr λούειν - ie lu / luere ; gaul.-celt. linda, lindon : liquide *lenn*, *lin(-brein)* ; gall *golchi*, irl *folc* ; C. *guelchiff* & *cannaff gant baz*, GR *guëlc'hi / golheïñ*, *azgoëlc'hi* : *goëlc'hi e gorf*, laver la tête *qivigea tonnenn e benn*, *couëzya e benn*, laver la vaisselle *scauta al listry* - ALBB n° 286 & NALBB n° 465 – corps, objet, fig.) *GWALC'Hiñ* > *GWELC'Hiñ* (L-Ph / W *GOLC'Hiñ* = C. / rassasier *goalchaff*) : *gwalc'h da zaouarn 'ta*, *gwalc'hiñ e oto*, *deus d'en em welc'hiñ*, *em olc'hiñ* (W *hum olhein*), (linge Ph-LT sauf loc^t *gwalc'h-* LKi-Wu *golh-*) *KANNAñ,-iñ* : *ur c'holvazh da gannañ*, *ur mekanik da gannañ*, *kannañ gwenn ar rochedoù* (Ph trad.), finir de laver *PEURGANNAñ* (T<JG / Kist.W<MN *ar mi'tin-ma 'm eus "gorlet" traou*) ; (se) laver la tête *ober ur gwalc'h penn (& da ub)* & (fig.) *koueziañ penn / kivijañ ler & tonnenn (ub)* & s'en laver les mains (Ponce Pilate) *chom diforz-h-kaer, diseblant-kaer outo*

LAVÉRIE (18°) *GWALC'HEREZH* m/f.-ioù (*gwalc'heri* & *lavoir*, *lavabo* & anc^t *gwalc'hti* NL) ; *KANNDI* m.-où (NL Can(n)dy Are & routoir à lin – gall *candy* : *fulling-mill*) & *kannlec'h* m.-ioù

LAVERNAT (NL 72 – gaul. uerna *gwern*) =

LAVERNHE (NL Aveyron < gaul. uerna) =

LAVERNOSE (NL 31 < gaul. uernos) > **VERNE**

LAVERNOY (NL 52 < gaul. vern/a) > **VERNE**

LAVETTE (17° dim.-ette ; GR chiffon *goëlc'houricq*) *TORC'H-LISTR* m. (Ph – gaul.-celt. *torcos* / T<JG) *torchlistrioù* (& hum^t *paotr ar gaoter / bouchon shu'lloù* Prl), (lavasse) *LAPAS* m. ; (fig. – personne) *LOPAGN* m.-où : *deus 'ta, lopagn !* (insulte Ph), (langue arg. Chon<BTP) *langetenn* f.-où : *ur sak(r)e langetenn !*

LAVEUR,-SE (14° ; GR *goëlc'her*, *golhour*) *GWALC'HER* (*GWELC'H-* / *GOLC'H-*) m.-ion f.1, (vaisselle) *SKAOTER* m.-ien f.1

LAVE-VAISELLE (20° / *skaotañ al listri*) *SKAOTEREZ**° f.1

LAVIGNON (coquillage – W) *LAVIONENN* f. (pl.) *lavioned*, *STOUBIGENN* f.-ed (AGB n° 99 *Scrobicularia plana* - 6pt K/Wi *stoubi(g)enn*)

LAVIS (17° - déverbal - E : *ul / ur*) *LIV* m./-ioù, & *livadur* (*dre zour*) m.-ioù (& *dourlivañ /-liwaj*)

LAVOIR (12° < lavatorium lat. ; gallo « lavoué » & un doué / NL Douet ; GR *poull-canna*, *stær*, *stancq*, *styvell-ou*, *qibell er fetan*, NL Poulfetan W – ALBB n° 427 selon configuration du relief / bassin) *AOGLENN* f.-où (plan d'eau à rouir > *ogelenn* Prl / NL *poull-canap*, *poull-lin*), *LENN* f.-où (Ti<NALBB n° 465 & *lenn-walc'hiñ* KW – cf. NL *Kanndi* Are-L & bretonnisme), (mare – L) *POULL-KANNAñ*, (étang) *STANK(-KANNAñ)* m.-où : *lavoir couvert stank goloet* (T), (rivière - Aulne *Ster Aon*) *STER(-GANNAñ)* f.-ioù(-k.) : *pa'h aed d'ar ster-gannañ* (Pll<AJ / *Ster vras* & Prl *ar Ster – Faoued-Prijeg, ar wern – Melan Meslan 56*), (en ruisseau) *GWAZH(-KANNAñ)* f.-ioù- : *aet d'ar wazh* (Go & Go<KC *ur wazh da gannañ / da (a)ogañ - lin* & NL *ar Wa'las* La Noé verte)

LAVOISIER (NF – Guingamp cabinet au tel.<CV 'rue Lavoisier' – la quoi ? *ru... para* ?) = « **LAVOUÉ** » (gallo var. / "doué") > **LAVOIR**

LAVRA (gr λαυρα) > **LAURA**

LAVRET (NL île / Bréhat – cf. C. *laureg* 'braye') *Enez Lavre(d)* & *Laré* (T<HB)

LAVURE (14° & gallo « laveûre » /-eür) *GWELC'HADUR* m.-ioù (Ph & var.)

LAX- (laxus lat. / laxare - ie / angl. *slack*) > **LAOSK** (**LÔSK-**)

LAXATIF,-VE (12° < lat. & C. *laxatiff*, GR *ur remed lausqus, spurjus*) *laoskus* & (*louzou*) *foerus*, (un purgatif) *louzoù skarz* m. *louzeier*

LAXISME (19° < lat.) *laoskidigezh* f.-ioù, *al LAOSK* (*ma'z edi / eo ar jeu ganto*) /-ism m.-où

LAXISTE (20°) *amles^e*, (appr^t) *LAOSK KENAñ* (& *laoskidig / loskidig = leskidik**) /-ist m.-ed f.1

LAXITÉ (14° < lat. – lâcheté) *LAOSKENTEZ* f.-où

LAXOU (NL 54 & Lassou < NP gaul. *Lexouii* > Lizieux – gaul.-celt. *lexsouio-* penché *les/pos*) =

LAY (NF Le Lay / Le Laë & Floc'hlay, Gourlay – v-br *lae*, *lai* & *Treblaian* Treffléan > *lean* LF 501 / *lae(z)* haut NL Ty-Laë Dp *Ti Lae / laoi* irl /li:/ *lay* angl. : *the (narrative) poem* = m-gall / v-br-gall *lai / lean* & *lei* comp. / *lau* plus petit, *lauo-* – *Lai* de Léaustic par Marie F. 13° – cf. F. Le Lay NF Ti<JC *Fañch Lae* = ex. 18° Claude Marie Le Lae – 18° Li) *al LAE* (NL Le Lez – Lu & Li : *al Lez*)

LAY (2 – NL 54 & NR Vendée Grand / Petit Lay & cf. NR Layon / Loire < liga, & NF Le Layon – gaul. (Medio\lanon) lano- plein : *lân* – E / ledt- : *led*) =

LAYE (1 & laie : marteau) > **LAIE** (3)

LAYE (2 - d'orgue < neerl.) > **LAIE** (4)

LAYE (3 - NL – forêt < *Ledia Silva*) =

LAYER (1 - pierre) *PARAMANTIñ* (*mein*)

LAYER (2 - 14° < frq / forêt - all. *Lache*) *LINENNiñ* (*koajeier*)

LAYETTE (14° dim. < neerl. / all. *Lade* caissette ; GR tiroir *crin*) *LIANAJ* (Prl > '*LANAJ*) m.-où, *PAK BIHAN* & *pak an hini bihan* m.-où (T<JG la layette du petit)

LAYON (19° < l'hayon Ph *tal - ar c'harr*) *TALBENN* m.-où, -inier

LAYON (NL / forêt : Layon du roi - laye & suff.-on) *RAVENT* m.-où, -choù & Le Layon (NR - affluent de la Loire / Lay - NR 85) > **LAY** (2)

LAZ (NL 29 /la:z\\$/ v-br *lad-*, C. *laz* / lath & Las 18° & cf. Port-Lazo Go) rochers de Laz *reier Laz* (K & titre *Roc'h al Lazh* / NL Port-Lazo Go *Porz-Lahou* /'lahu/ - pl. /u/ Go / T /o/ & /ow/ E...)

LAZAR (NP < Nouveau Testament hebr.) *LAZAR* : *paour kaezh Lazar* (excl. W *peur ceh Lazar* !)

LAZARET (16° < it. / Nazaret الناصرة & *nâçari* nazaréen NF Naceri & Nasri) *KLANVDI* m.-où (NL Clandy & Claondy Ph, Clandy Go & *lovrđi* lèpreurie, *kakouzeri* corderie)

LAZARETTO (frangl. < it. – gall *ysbyty llong*) =

LAZARILLO (NP esp. tr. J.Riou – dim. *Lazaro* "*Dios ayuda*") > *Lazarig eus Tormes* (NL Castille / Salamanca), faire le lazarillo (W) *gober an dall / an Dallig* (NF / NP *Kompagnon dall*)

LAZARISTE (18°) = *Lazarist* m.-ed (f.1)

LAZARO (it. : mendiant / *Lazar* Bibl.<hebr.) =

LAZIEN,-NE (hab.-is^e - *Dardouped*) *RE / TUD LAZ*

LAZULI (azuré < لازوردي) > **LAPIS**

LAZZARONE (it. < esp. - hab. Naples *Napoli* - pl.-ni)

LAZZI (18° it. / esp. *lazo* lasso / gaul.-celt. uepos - ie gr / épopée & uox lat.) *GOEPAJ* m. (Prl & *goepadur / goapeal* : *goapaat*)

LBEN (arabe < EE *PSF* 241 لبن *laezh* > *evaj laezh* & *blaz laezh-ribot*) = *ur bannac'hig lben*

LE (1 - la, les art.déf. – v-br *in*) *AN* (dev. voy., n, h, d, t, & loc. c'h - W, anc^t partout, cf. NF & NL), *AR* (devant autres consonnes, w, y), *AL* (dev. l, mais parf. ar) : *an ti, ar skol, al lun* ; dans le (la, les) *EN, ER, EL* (idem) : *en aval, er mor, el levr, BAN, BAR, BAL* < *e-barzh an, ar, al* ; (devant adj.) *AN HENI / HINI* : *an heni kozh* m./f. *an heni gozh* pl. *AR RE* (mut. 1 = *REOU*) : *ar re gozh*, sauf abstrait - ex. (*blaz*) *ar c'hozh, tennañ ar fall* ; le vilain ! *ar pezh fall / ar penn fall anehañ* ! ; devant NP art. sauf après un prénom : *hemañ eo ar Meur, Yann Meur* que l'état civil soit Le Meur ou Meur /-ic,-ou, Alain Le Buhé *Alan Buhe* pl. ar *Veurion / Meurien* f. *ur Veurenn* (J.Gros **Trésor...** 3^e partie, p. 360 *ibidem*) & NF (Le) Cam *Kammien* /-ion (& camion gaul.-celt. (regu)cambion) / Conan *Konan-ed, ur Gonanenn* ; l'article de notoriété ne se traduit pas toujours : avoir (de) la fièvre *kaout terzhienn*, la Bretagne de sa jeunesse *Breizh e yaouankiz* ; à la bretonne '*giz Breizh / mod ar vro* & à l'ancienne *mod kozh*, à la citadine (Lorient - bretonnisme "moquère") *mod kêr* ; avec superlatif : *ar c'haerañ ti* (m./f.) *ar gaerañ bro* & *ar c'haerañ gwezenn* ; (NL v-br *en Fou*) Le Faou *ar Faou*

LE (2 - pronom personnel > L') *E* (dev. inf, pp, mut. 1 – v-br *in*), *EN* (devant forme conjuguée, loc^t *ER, EL* comme art. *an, ar, al*, parf. -*H* : *hen, her* & *hel*) : aller le trouver *mont d'e gaout, pa'm eus e laket, m'en desko, ha p'en gwelas, piw^e er c'havo ?* / (KLT) *ANEZHAN* (& var.) : *da gaoud anehañ^e, pa welas anezañ* (& *anehoñ* - W - noter que le KLT confond *e, en* & *hen(n)*, mais non le W qui conserve le système classique ci-dessus) ; (parf.) pronom sujet *EN(V / (h)en)* : *setu eñv* (& /jō./ W, (var. E) /-*HAN* (affixe / *dehañ, evitañ, gantañ*) *pa'm eus-hañ gwelet, sell-hañ* (neutre – gaul.-celt. *sin, gall hyn*) *HEN(N)* : *henn krediñ, & koshoc'h evid na soñjit* (ne le croyez), *laret hoc'h eus din* (vous l'avez dit), *skuizh int bet mes n'int ket ken* (ils ne le sont plus)

LÉ (1 - 18° / 12° ad. < *latus* – ie & gaul.-celt. *let-* ; GR trois lés de drap *try lec'hed mezer*) *LED*, (contenu) *LEDAD* (*danvez...*) m.-où (Wi<PYK), *LEC'HED* m.-où, -jòu (*mezher* Ph & fig. / laize – Mar. Li<YR / NF) *LEZ* f.-où : trois lés *teir lez*^o

LÉ (2 – fr-prov lé = lac > NL) =

LÉ (3 – fr-prov li : roche – gaul.-celt. & Lié / lia) > LI
 « **LÉ** » (4 - gallo l' lé : lit / *gwelē* < le- lieu – ie) > LIT
LEADER (19° < angl. - *lædere* v-angl. & Scots *ledar, leidar* < causatif de voyager *lipan* vb *leiden* neerl. / *leiten* all. & germ. > esp *líder maximo*, *basq.* > *buru* : penn / leader ; gaul.-celt. & v-br *blein* NF Le Blein haut NALBB n° 18 & *en e vlein* Ku / war-*LEIN* – C. *leuyaff* = *gouuarn* & 19^{ème} La Villemarqué (*penn*)*sturier*) = *LEVIER* m.-ien (NF Le Levier & Lepvier / Penn & Conn-)
LEADERSHIP (19° < angl. – v-br-gall *blaen*) = *LEVIEREZH* m.-ioù
LEAFLET (frangl. – gaul.-celt. (pempe)dula quintefeuille & NF oc, gall *deiliosen / deliodenn*, irl *duilleachán* dim. / *DELIENNIG* f.-où) =
LEARD / LÉART (& leyar : peuplier) > *ELO*^o
LEASING (angl. – gall *les / lesel*^e & irl *léas-aigh* /l'e:si:/ (to) lease) = *al lesel*^e
LEBEL (fusil Lebel NP / Le Bel & Lebeau / bello- celt. & ie) = *ur Lebel*
LÉCHAGE (19°) *LIPADENN* f.-où, *LIPADUR* m.-ioù (& *leerezh* - m.)
LÈCHE (19° / GR tranche mince *gelqennou-qicq, pastelliq-vara, clochenn / sclozrenn amann, sclozr & tammicq, pezicq*) *LIP* m.-où : *al lip zo mad mes n'eo ket inourab'* (Prl/Ph *enorapl* adage) & *ober lip botoù / lip revr /lib'rè:r/* (jeu de mot libraire à Toulouse Toull-lous), (lèche de pain) *JELKENN, LECHENN* f.-où (& *sklor(enn)* noix de beurre, *lejenn-ad amann* < led- / *klor piz bihan*), faire de la lèche (péjor^o) *ober he c'hiez poazh* (T<GK & m. > *e giez poazh...*) / *graet al lip-revr...*
LÉCHÉ,-E (pp fig. ; GR *taulenn-ou parfed, clocq*) (*PEUR*)*LIPET* : *traou peurlipet* (& *peusklok*)
LÈCHE-BOTTE (20° - usu^o) *LIP-BOTOÛ* m. (tous sens)
LÈCHE-BOULE (à Chirac < Guignols C+ 2007) *LIKAOUER* m.-ien f.1 (Prl & cf. Ph *fistouler*)
LÈCHE-CUL (19°) *LIP-REVR* m. : *he mab zo lip-revr ba Paris* (jeu de mot /li'brè:r/ & C. *libraer*)
LÈCHEFRITE (12° ; GR *lichefre-ou & caçz-eü*) *LICHEFRE / LACHEFRE* (plat à four Ph / Li<YR) *LECHEFRE* m.-où, (syn. - casse\role) *KAS*^s m.-où & *tamm kas*^s (casserolette, cassolette)
LÈCHEMENT (14° ; GR *liperez & leerez*) *LIPEREZH* m.-ioù / *LIPAJ* (Prl) m.-où /-achoù
LÈCHE-PLAT (GR *lipous-ed & lipper-yen*) *LIPOUS* m.-ed f.1 & *lipoù / lipow/ E*
LÉCHER (12° < frq / germ. & angl. (to) lick – gall *llyo, llyfu* ; C. *lippat* = *leat*, GR *lipat & leat*) *LIPat** (tous sens) : *lipad ar magorioù* (Ph trad.), *lipet eo e labour, da lipad botoù egile* (cf. Ph *sirañ botoù*), *un dra lipet (mad & kaer, fall)* ; ours mal léché *leue hanter dizonet* (Ph)
LÉCHEUR,-SE (19° - suff. ; GR celui qui aime lécher *liper, limpour, leër* / C. *lichezr, glout*) *LIPER,-OUR* m.-(*er*)ion f.1, (hum^o) *BEG-LIP* m.-où
LÈCHE-VITRINE (20° : faire du lèche-vitrine *ober*) *tro ar stalioù koñvers* (f.-ioù) / *KEVERDIA* shopping (usu^o vb 2 E-Ku & Kleden-Poher... faire des commissions – sens divers / *kefridi**)
LÉCHIAGAT (NL Big. / Lestrédiagat & NL Trefffiagat < treff & NP Riagat) *LECHIAGAD*
 « **LECHTAD** » (arg.Wi *leuchtad* : grosse quantité - plein un récipient, vaisseau, vase) *LESTRAD* (*traoù* < *lestr* vaisseau, vase, fût K) m.-où : *leStraoù traoù*
LEC'HVIEN (NL Go /lehviən/) : l'abbé Lec'hvien *an aotrou Lec'hvien*
LEÇON (11° < lectio-nis lat./ legere ; gaul.-celt. cantalon chant récité, v-irl *cétal* > *ceadal* : recital, gall *cathl* : melody / *gwers* : lesson ; C. *quetell* 'leczon, lectio' / NF Quentel, GR *quentel-you* & faire la leçon *qentelya ub*) *KENTEL* f.-ioù (tous sens) : *ur gentel gatekijoù* (Ph<MA), *an eil kentel, an dra-se a rae ur gentel dehi* (Pll<PM), *da reiñ ur gentel deoc'h* (fig. / faire la leçon *ober skol dit, ober un tamm skol, graet he genoù dezi* T<JG /W *gober e veg*) ; (à la J.Ferry) *LES^sENN* f.-où : *desket he les^sennoù* (Pll<PM / Li<YR *lesouniou*^o / *kentel(iou), dever*) ; (bonne leçon : déconvenue) *LOUZENN* f.-où : *ul louzenn o deus bet* (T<JG / E<ND) *LIP* m.-où /'lipow/ : *tapet ur lip !*
LECTEUR,-TRICE (13° eccl. < lector lat. ; C. *lector* / *leenn*, GR *leenneur,-our er filosofy*) *LENNER,-OUR* m.-ion f.1 : *d'al lennerion*, & (all. *Lektor*) *lektor* m.-ed f.1 (& *lektour* m.-ien f.1) : *lektor alamanteg / lennour kembraeg (er skol-veur)*
LECTORAT (20° - appr^o) *lektored* (pl. / *LENNERIEN*) : lectorat populaire (pl.) *lektored ar bobl*
 « **LECTRICITÉ** » (gallo & hum^o / Bas-Bretons – armée, Paris etc. - al) '*letris^site* (& *lubris^site*)
LECTURE (15° < lat médiéval ; m-br *lectur-iou* & L<GR / *leenn-ou, lennaduryou* W /lê:n/ & /le.n/ Ph - var.) *LEEN(N)* / (vb) *LENN* : *al leen hag ar skriv*, passionné par la lecture *troet gant lenn* (T<JG), (une lecture) *LENNADENN* f.-où, *lennadur* m.-ioù, (art / techn.) *LENNEREZH* m.-ioù

LÉDENON (NL Gard < théonyme Letinnoni Dat. < gaul. leto-: gris *louet*, NF, gall *llwyd* D 168) =

LEDIT (m. / f. LADITE / m-br (*el*)*anvet* / *em-anvet*, *anvennet*) *ANVET* : *an anvet Itron...* (c1793)

LÉGAL,-E,-MENT (14° < *legem* & *lex*, *legis* lat. / *legere* & *ligere* ? > basq *lege* / *ie* & gaul.-celt. rextu v-br *Reith* gl 'lex regula', C. *laefenn* 'loy, lex' = *rez*, GR *leal*, *reizus* & *hervez al lesennou* / *ar reiz* – gall *cyfreithlon* / *cyfraith* & v-irl *ad* > *adas* : *azas* / *licite* حلال *hállal*, *heulal* / حرم *harem*) *lezennel*, *HERVEZ AL LEZENN* / *HERVEZ AR REIZH*, & *reizhus* ; fêtes légales *goueliou-berz*

LÉGALISATION (17° - n.vb.) = *al legalizañ* (*ud*) / *lezennelaad* /-at*

LÉGALISER (17°) *DOUGen EL LEZENN* (cf. Semaine religieuse), (dér.) *lezennelaat** / *legalizo*

LÉGALISME (19°) = *heul al lezenn* m. & /-ism m.-où /-ouriezh f.-où

LÉGALISTE (20°) = *legalist* ad. & m.-ed /-elour (ad.) & *heul al lezenn*

LÉGALITÉ (17° < lat.médiéval – appr°) *LEZENN* f.-où : *hervez al lezenn* (& dér. : *ar "reizhwir"*)

LÉGAT (12° < *legatus* lat. & *legare* / gallo-gr *LEKATOS* avant JC<PYL 95 = *legatos* ; C. *legat*, GR *cardinal legad* – gall *legad*, *cennad y Pab*, irl *leagáid*) *LEGAD* m.-ed (& *kannad ar Pab*)

LÉGATAIRE (14° < lat. ; GR *legadour-ès*) *legadour* m.-ien f.1 & en faire son légataire (universel) *lak' (peadra) war benn ub*

LÉGATEUR (Internet) *LAES^SER,-our* m.-(*er*)ion f.1

LÉGATION (12° < lat.-io ; m-br *cannadur* gl *legatio* & v-br *cannat* LF 95 *kannad* / corn-gall) *kannadur* m.-ioù, *legadurezh* f.-ioù (représentation légale *leuridigezh* C. *leuzriff* envoyer, legs *laes*)

LEGATO (Mus. < it : *lié* – *liammet*) = *legato*

LÈGE (18° < neerl. : *vide* – T *vid* / *goullanter* Ph var.) *GOULLE* (W / Prl > *goulli*) / *GOULLO*

LÉGENDAIRE (19° < bas lat.-arius / v-br *diclinatuii* gl *legendae* 'légendable' / *dilenn* & *dilennadoe* LF 138 & v-br *arrith* gl *imago* & *rith* image, forme NP Amrith, Budrith Cart.Redon 9°, v-irl *richt* > *riocht* /rixt/ : *form*, *shape*, gall *amrith* : various & cf. Arv.W *reheu* apparitions / *richenn* Bez Geor Are-Ph / le légendaire - du géant) *RICHENNOÙ* (pl.) : *richennoù ar re gozh* / *ar veleien* (Dp trad.) & (ad.) *mojennel*

LÉGENDE (13° < *legenda* lat. / *legere* > lire - ie ; gaul.-celt. *sketla - ie *sek^w *say* / *saga* & v-irl *scel*, *scela* > *scéal* : *legend*, *tale* / *kel(où)* - m-br *quehezl-ou* & gall *chwedl* ; v-br gl *legendae diclinatuii* > *dilennadoù* m-br gl *leen* lire / *Lenn* & *dilenn*, m-br *Santes Nonn* 16° *legent Nonita* ; 19° < roman Laouenan *al lejdou* / légende monétaire - كتية *ktiba* < *ktob* vb écrire - 'kateb') *RICHENN* f.-où : *richenn* *Gewr* & *be' Gewr* (légende du géant Are-Ph & *an dra-se zo richennoù* - pl. / *MOJENN* f.-où (& mythe / W *litorienn*, *sorbienn* & *judenn-eù* - W/LH), raconter des légendes *kontañ kaoziou* / *kozh-kôjou* (T<JG / Ph) ; (bulles / BD) *LAGADENN* f.-où / (*al*) *LEEN* /lé.n/ Ph & /lê.n/ W<JCR (vb lire *lenn*) & *dilennad* m.-où

LÉGENDER (20° - B.D.) *LAGADENNiñ*, *LEEN* (B.T.)

LÉGER,-E,-MENT (11° < lat. / *levis* < *legvis* / *laghu* sanskr. - ie ; gaul.-celt. *louo-* / *lauo*, v-br-gall *lau* mauvais, *peisant law* !, Lautremen NL / v-br *scam*, C. *Scaff* & gall *ysgaf*, GR *scañ*, *scañvoc'h* : *pautr scañ* & *esquyt*, *scañbennecq* & *penscord* & à la légère *eas* / *éasca* irl) *SKAÑV* ad. (tous sens), dim.-ig (*skañvig*) : *boued skañv*, *taolioù skañv*, *gwisket skañv*, *kerzhet skañv* (*Perinaig*), *paotred skañv*, *unan skañv e benn* (& *penn-skañv* étourdi, *skañvbenn* frivole, *skañvboell* distrait > KT *skamboullig* ! & *skañvec'h* trop légère charge, NF Le Scanff & Le Scanf, Lescanf – ex noble Ph, & Scanvic, Scanviou – cf. Ph *lijer leste*), (fait) à la légère (*graet*) *DIWAR SKAÑV* ; adv. (fig.) *UN DISTERIG* (*gwelloc'h*), légèrement à sa droite (L<MM) & *un ide vian a zeou*° ; (tissu etc.) *TANO*° (*evel rouejou* T<JG) & fille légère *ur yetrenn* (T<JG < guêtre)

LÉGÈRETÉ (12° ; GR *scañvder,-ded*, d'esprit *scañvadurez*, *-bennadurez,-idig^eez*) *SKAÑVDED* f. / *SKAÑVDER* m.-ioù, (fig.) *SKAÑVADUREZH* f.-ioù & *skañvelezh* f.-ioù ; (propos, actes) *TRAOÙ SKAÑV* pl. (& *diboellachou* : *Milin Diboellou* NL Pll le Moulin Raget - Fréau / *arajet*)

LEGGIN(G)S (angl. : jambières < *leg* angl. / gall. *socasau*) : les leggings sont hype (mode) = *al l. so 'hype'*

LEGHORN (angl. = Livourne / *Livorno* : poule) (*yar* / *yer*) *Leghorn*

LÉGIFÉRER (18° < lat. *legifer* - irl *reachtaigh* /raxti:/ *to legislate* ; C. *laefenn*) *LEZENNiñ* (& -at* - vb faire la loi, se gendarmer) : il ne suffit pas de légiférer *n'eo ket awalc'h lezenniñ* (& Prl *gober ar listenn*, *gober e boSt*)

LÉGION (12° < legio-nis lat. & vb legere / collectio ; v-br *lios* NP, m-gall *lhiaws* cf. NALBB n° 39 *Go lies / leizh a dud* ; C. *legion*, Passion 1530 *Douzec legion ordonet / A aelez an tron, da donet* ; GR *lheon & rum bras, un niver bras a ziaulou, 6826 diaul* **LEJION** f.-où : *lejionoù Romaned, paotred al Lejion, al lejion a enor (P.V.)*, (fig. - v-br) **LEIZH** (A) m.-où : les touristes étaient légion (nombreux) *leizh a douristed a oa, ils sont légion ceux... LIES (den a ra & kellies a dud* Ph / NL Leon & Kerleon Ph / gall *Caerleon* < fort de la Légion – romaine)

LÉGIONELLE (20° - dim.-elle : bactérie) *lejionell* f.-où

LÉGIONELLOSE (fin 20° < *American Legion*) =-os (m.-où)

LÉGIONNAIRE (13° < lat.) *lejioner* m.-ion & *paotred / soudarded al Lejion* (pl.)

LÉGISLATEUR,-TRICE (14° < lat.-ator – gall *deddfwr* / v-br *dedm*, irl *reachtóir / reizh-* ; GR *lezennour, reizer / gwiraer, den a lezenn* **LEZENNOUR** m.-ion f.1

LÉGISLATIF,-VE (17° ; v-br *dedmol 'dezvel'*, irl *reachtach /-tais*) : pouvoir galloud-lezenniñ, & *vot an deputeed*, Assemblée législative *Bodad lezennat / Kambr an Deputeed (& ar Gampr - trad.)*

LÉGISLATION (14°-18° - irl *reachtaíocht /raxti:(ə)xt/* / v-br *Reith* gl Lex ; GR *lesennou ur stad* **LEZENNEREZH** m.-ioù / (usu^t) **LEZENN** (nevez) f.-où

LÉGISLATURE (17° / angl. – gall *corff deddfu* corps lég., irl the *Legislature an tOireachtas*) *lezennadur* m.-ioù, mandat électif, période **RESPET** (kannad) m.-où : 'pad ar respet-se (T<MG/JG)

LÉGISTE (13° < lat.médiéval ; C. *legift / doctor* GR – Med.) *lejist* : *medis^sin lejist* m.-ed f.1 (& homme de loi *lezenner / den a lezenn, gwiraour*)

LÉGITIMATION (14° ; GR *legitimadurez*) *lejitimadurezh* f.-ioù & (n.vb.) *ar reizhekaad /-at**

LÉGITIME,-MENT (13° < legitimus lat. & NF / lex gl *Reith* v-br ; gaul.-celt. Recto-marus v-irl *rechtmar / reizh-mat* & gln Rextu-geno **PYL** > "reizh-ganet", *ganet reizh / Todi - It. : ateknati = ate-gnatos Legitimus D 49 : anat & Ate-vritus PYL 41 / C. Legitim / Euzen ropers credet quertz* Y.R. croyez légim^t, GR point bâtard *legitim : bugale legitim, sa part légitime cahout e vir*) **REIZH-MAT** (usu^t W adv.) & *reizhek** (& *reizh* équitable & correct - *Al lavar reizh - titre T<JK / hervez al lezenn pe ar gwir*), & *kerzh / A-GERZH* (W *a-ger'h*) = *bugale lejitim*, fils légitime (v-br NF / Abéguile *Abegile*) **MAB E DAD**, & fille *merc'h he mamm (eo Katell)*, légitime défense (ar *reizh difenn* & (sa) légitime (e) **HANTER DIEGEZH** (m.) : *kemeret da hanter diegezh* (Ph trad. / Prl légitime *ma hanter boutic*), breton légitime (JY Plourin / J. Connan *Al lavar reizh*) *brezhoneg reizh*

LÉGITIMER (13° < lat. ; GR *legitima,-eiñ & disclærya legitim*) = **LEJITIMAñ,-iñ**, & *reizhekaat**

LÉGITIMISTE (19°) = *lejitimist* m.-ed (f.1 / *a-du gant ar "gwir Roue" - 19°*)

LÉGITIMITÉ (17° < lat.médiéval) *reizhegezh* f.-ioù / *lejitim(adurezh* GR f.-ioù & cf. 'reizhwir')

LEGO (jeu – marq. / *lay* vb & var. - ie) = *c'hoari lego* (m.-ioù)

LEGOFF (NF Le Goff / Go & Le Goffic, Govic – m-br & v-br *gob-* & *Ran Gof* Cart.Redon – gaul.-celt. *goben(bi) gov forgeron / NF Fabre & var. - NL Pll Lann-ar-goff & Restango*) *ar Go(w)*

LEGS (15° / 13° *lais* < vb & *legatum* lat. ; C. *laes*, GR *laës-you, legad-ou : ober legadou devot & madou testamantet*) **LAES** m.-ioù /lèsju/ (& usu^t vb Ph *laesset dehe /lèsètè/ & legad* m.-où

LÉGUÉ (NL 22 / estuaire du Gouët & Gouédic – al) *Lege (& Leie* < J.Conan fin 18°)

LÉGUER (1 - NR - T / *Légué* - leg- gaul.-celt. & ie / liga > lie *Li & Lia...* & Liger - Ster) **LEGER** : *Beg-Leger, Koad-Leger (Luzel 19°), Penn-Leger (TK Sant-Houarne) / ar rinier ar Ger (kan. T)*

LÉGUER (2 - 15° < lat. ; GR *læsa, laësa, legadi, testamanti*) **LAESañ,-iñ** : *laeset gantañ e draoù d'e vugale* (Ph /lèsèt/ / *lezet & lesket, laosket*), *laesiñ traoù war o lerc'h, & legadiñ* (cf. / *testamant testamantiñ : ma laezh a destamantan dezhañ - chanson Pll - je lui lègue mon lait par testament*)

LÉGUME (16° < legumen,-minis lat. / leune 12° ; v-br *lub*, v-irl *luib* > *luibh /liv'/*, *lub-gort*, v-gall, m-br *luorz* > *liorz* ALBB n° 430 *courtil* Ku *luorz* var. & NALBB n° 265 3pt Ph-E *luorz* NF Kerluff & Kerlu T – cf. - bretonnisme C. *Liors = courtillag*, GR *lousou fin / jardin, beva divar lousou goëz*, lieu à *lousaouecq* & vb *lousaoua* – NALBB n° 277 (mauvaises) herbes *louzoù & (fall) lezeù* W) **LEGUMAJ / LUGUMACH** m.-où /-achou : *kaer eo da legumachou* (Ph > *lugumachou* = Prl), *soubenn legumaj* soupe de légumes & coll.-enn (angl *vegetable*) resté comme un légume *manet (señet) evel ur legumachenn* ; légumes verts **GLAZUR** m.-ioù (T<JG & Ph *glasien* *verdure* : *salade / herbes fines louzoù fin / louzoù kegin, pod*) & (fig. f.) grosse légume *pennou-bras ar barrez* (Ph-Prl) & (parmi elles) *e-touesk an tew^e emaoc'h (& 'barzh an enorioù - eured, gouel, ti-kêr...)*

LÉGUMIER,-ÈRE (18° / jardin GR *lousaouecq*) *LUORZH* m.-où (Ph-E-Ku / Pll-Are Liorzou NL courtil), (personne - zone lég.) *LEGUMACHER*, *POTAJER* (récipient & marchand) m.-ien f.1 : *legumacher* (*e Kastell pe Rosko*) ; (ad.) zone légumière *bro al legumachoù* (*eo Kastell-Paol*)

LÉGUMINE (19° Bio. < lat.) = *legumin* m.-où

LÉGUMINEUSE (18° Bot. & ad.) *POTAJ* m. (T) & *coll.-enn* : *ober a rit potaj* ? (T / Ph *peterabes^e*) ; (pl.) *LEGUMACHOÛ* (Y. ar Gow)

LE(HE)NDAKARI (Président du Gouvernement Basque depuis 1936 > statut autonome actuel 1976 *le(h)en-* 1^{er}+agentif : celui qui précède (*penn*)*sturier*): *plan al lehendakari* (*Ibarretxe – 2005*)

LÉHON (9° Le(h)onensis BT < legionis lat. / Caerleon NL gall. & NF Lehon 22<OF) = *Lehon* : *abati Lehon* (*Dinam - pelloc'h* !)

LEI (pl.-i – monnaie roumaine / 1 *leu* / *leu*) =

LEILA (prénom f. ليلى *laylâ* femme faite nuit < ليلة nuit & début de l'ivresse / *lîl* = *noz*) =

LEINSTER (province Irlande /^llenstə/ *Laighin*, *Cúige Laighean* < *An Laighean* La Lance - Rob.NP / Munster, Ulster & Connaught, Meath - *Mí*) =

LEISIR (gallo « *leïsi* » : « à son bon / lon-leïsi » m-br *lesir* > *lezireg*) > *lesir*-
« **LEÏSSI** » (gallo - eau de - lessive < gaul. / NF Lichou, & *lijou* var.) *LISIV**

LEITMOTIV (all. / *dazlavar* – Diwan) *leitmotiv* m.-où /-motifoù (popul^l)

LEK (monnaie albanaise) = *lek* (m.)

« **LELLIG** » (Li<YR faire son 'lellig' : câlin / Ph *lallig-enn*) < *LELLIG* m.-où & ad. : *paotr lellig*

LÉMENC (NL & Lemens Savoie, Leyment - Ain < Leminco – gaul. *lemo orme* / Lemovices) =

LEMENS (NL) > LEMENC

LEMMATISATION (n.vb / λήμμα lemme : *al*) *lemmatizañ*

LEMMATISER (20° < angl. - Ling. / Math.) *lemmatizañ*

LEMME (17° < gr λήμμα - majeure de syllogisme / dilemme Mat.<JM) *lemm* m.-où

LEMMING (18° < norv. : rongeur) = *ur lemming* (m.-k)*ed*

LEMNISCATE (18° < gr λημνίσκος Mat.<JM) = *lemniskat*

LEMOVICES (NP gaul. : vainqueurs par l'orme > Limoges, Limougeot, Limousin, limousine... & dér. – gaul.-celt. *lemo-* : orme, v-irl *lem* > *leamhàn* : *elm* & Ph *evlec'h* – ie / *ulmus* & *oulm-du*) =

LEMPDES (NL H^{te}-Loire < gaul. 9° Lendano - gaul. *lindon* /-a liquide – cf. *LENN* & *lin-brein*) =

LEMLUATH (Mus. Écosse /l'emluə/ - *lua* quick) > "*lammlusk*" (PH / *taorluath* > "*torrlusk*")

LÉMURE (14° < lemures lat. - âmes des morts, spectres / gaul.-celt. *anatia* ; C. *Anauon an iffenn* ; GR > lutins & ALBB n°410 *korrigan-s* & var.) *SEMEILH* m.-où

LÉMURIEN (19° - gall > *lemur*) *lemurian* m.-ed

LENDEMAIN (12° l'en\demain & lat. - de - mane ; v-br *tor nos calann* lendemain de calendes & m-br *tronnos*, GR *an tro-nos* : différer *deport antronos* (*vintin*), lendemain de fêtes *antronos ar goëlyou*) = *an TRO-NOS^e* (adv.) *ANTRONOZ**^o (adage *glô pe avel antornos^e* Ph = Lu<Sommerfelt *antornôz* / Prl *en ternos*) = (an) *DE(I)Z WAR-LERC'H* (*beure* / *vintin* - syn. Ph) m.-ioù & du jour au lendemain *eus an eil dez d'egile*, (pousser T<JG) *deiz-ha-deiz*, le surlendemain *an dei' àr-lerc'h* '*benn ar'hoaz'h* (Prl / m-br *an hoaz* & *ervoa*), des lendemains qui chantent *an heol o kanal a-benn arc'hoazh* & *nevezamzerioù kaer* (préf. *AD-* : *adeured*, *adpardon* & *az-* / *as-* : *an asfoar*)

LENDORE (GR) > LANDORE

LENGRONNE (NL Manche 50 Norm. – gaul.-celt. *gronna* zone de sources / M.Proust & NL v-br *gronnua* = *gronn* / v-br-gall... suff.-*ma*) =

LÉNIFIANT,-E (19° Med. ; v-br *cum* NF Cunff & var., m-br *cuff*, gall *cu*, v-irl *cóim* < ie / gr LF 124 & cf. ALBB n° 575 *tad-kuñv* bisaïeul & NALBB n° 576-7, NF Gourcuff & Dincuff, Le Cunff) *KUÑV(IK*)* & propos lénifiants *komzoù flour* (Ph & *galleg v\flour* Pll hum^t "français velours")

LÉNIFIER (14°-17° < bas lat. / W) *KUÑVIKAat** / *BLOTAat**

LÉNINISME (1917 & marxisme-léninisme / hum^t < EE *e lennin*) = *leninism* m.-où

LÉNINISTE (20°) = *leninist* m.-ed & *leninour* m.-ien (f.1 / Maos 70s : Marx, Engels, Lénine...)

LÉNITIF,-VE (14° Med. – vb) *kuñvikaat** /-*blotaat*

LÉNITION (Gram.) *kemmadur dre vlotaat* m.-ioù

LENNON (NL – K - 14° Lennon < / *lenn* & *Nonna* - Loth / *Dirinon*ⁿ) *LENNON* : *gar Lennon*

LENS (NL Pas-de-Calais 62 < Lannus NP gaul.-celt. landa) & Lens-Lestang (NL Drôme < *Lento* 11° - gaul.-celt. lindon - m./f.-a : lac, liquide > *LENN* / *LIN-*) =

LENT,-E,-MENT (11° < lentus lat. & C. / corn. ; gaul.-celt. liscos v-irl *lesc* > *leasc* : lazy, slow, gall *llesg* & *lesk-* / mallos irl *mall* : slow, late - *MALL* / *SLOW* - routes du Connemara & paresseux diacus, v-br-gall *diochi*, m-br *diec* C. & GR *lent* & *gorrecq*, *difonn-icq* – ALBB n° 281 doucement) *GOUESTAD* / *GOUESTAD(IG /-IK*)* : un den *gouestad* (Li / gall *gwastad* : even, plain), labourat *goustadik** (K-Lu-Ti-Ph / TK-E) *DOUSTADIG* / *DOUS^SIK** : *kerzh doustadikoc'h* (Ph & peu productif / *dous^sikoc'h*) *DIFONN(IG – Prl-Ku / Ph)* *DIFOUNN* /'divun/ (Pll / *difonn* peu abondant, avantageux, productif) : *bale a rit difounn 'hat !* (Ph), *DIVALO* (T un den *divalo° !* / Ph-KL laid), (& fig.) *GORREG* m.-ien f.1 (NF Gorrec, Gorrègues) / *-EK** (ad.) : *ur bugel gorreg* (T<JG un écolier lent & *bouc'h da zeskiñ*, *loereg*, *ludu'enn*, *lugudenn*), *HABASKIG* > *ENT-HABASKIG* (adv. & *tabaskik* /*tabaskæc*/ W / NF Habasq, Labasque & cf. ALBB *difonn* / *difounn*, *dousik* & *dousigoù*, *goustad*, *plarik* W < *plad-ig*, Wu àr *boues-ig*, àr o *gwar(igoù)* / àr ma *goar*, *dre gaer(ig)* / L *war e souchig*, *e strakig* / *sklakig*)

LENTE (13° < lentus lat. ; v-br *ned-* gall *nedd* & irl *sniodh* /s'n'i/ nits ; C. *nezenn* lente de tefte, GR *nez-enn*) *NEZ* coll.-enn : *nez al laou* (& *an ne^z gant an ne^z, al laou gant al laou !* - rime Ph)

LENTEUR (14° < lent /suff. ; GR *gorreg^uez*, *lenteg^uez* & *goursez un asen*) *GORREGEZH* f.-ioù : avec lenteur *war he gorregezh* (T<JG / *war e bouez-ig* Ph), (an) *DIFO(U)NN* (ma oa) & *difonnadur* m.-ioù (Prl), (expression - Tu) *war e naoñ* (*nañv-ig*) / (*di*)*naou* & *war ma nañigoù* (cf. W *war ma gwar* à loisir & Big.-W *dre gaer* / *dre gaer pe dre heg*)

LENTICULAIRE (14° < lat.) *lentileg* /*-ek**

LENTICULE (19° Bot. & lentille d'eau Rob. - vr-br...) *BLEU(ÑV)IG-DOUR* m.-où

LENTICULÉ,-E (& lenticulaire / NF Férec) *fereg* /*-ek**

LENTIGINE (Med.) *LETIN* coll.(-enn-où), *lentilad* (pl.)

LENTIGINEUX,-SE (ad. < lentille) *lentilus*

LENTIGNAC (NL Dordogne / Lentiniaco gaul.?)

LENTIGO (19° lat. - Med.) = *ul lentigo* (m.-ioù)

LENTILLE (12° dim. < lat. *lentis* : lentilles Anjou / Paris > *nentilles* ; C. *lentil* & *lentigo*, GR *lentil* & *pis rous* & *lentis* major Crozon Ko *fer*, & *brizenn-ou*, *brenn Yuzas*) *LENTIL* m.-ioù /*-igoù* (dim. - pl.) tâches de rousseur / (var.) *nantilh* coll., (syn.) *FER* coll.-enn-où (Ko), (surn. - légumes) *PIZ ROUS* (coll.-enn) ; lentilles d'eau (lenticule) *BLEUD DOUR* m. & (surn. T<JG) *boued houidi* (m. & Go<KC *boued kane(g)iou*)

LENTISQUE (16° < prov.-oc *lentisc* : pistachier > mastic ; GR *lentisq*) = (*gwez*) *lentisk* (m.)

LENTO (Mus. - it.) *lent(o)* = *LENT(IG)*, & *war o lent(o^u)*

LÉOMONT (NL 54 fontaine sacrée < théonyme Lugus /-Luc & (*goul*)*loù*, *Maclow* / gall *Llew*) =

LÉON (NL < legio-nis lat. – romain GR - NL : *escopy Leon* / *Kastell-Paol*) *LEON*, *BRO-LEON*

LÉONAIS,-E (hab. & anc^t Léonais ; GR Leonnais *Leonarded*, *Leonis^e* & surn. K *laer ar pesq*)

LEON(I)AD (pl.) *Leoniz^{*o}* (& *Leonich* - Are<JMS) & (lang.) *leoneg* (m.-où / *iez Leon* - B.Breiz)

LÉONARD,-E (NP & Léonais GR) *LEONARD* m.-ed f.1 /*-enn-ed*, venus en Trégor s'installer *Leoncharded* (péjor^t Plouigneau Ti<DG)

LÉONIN,-E (12° < lat. / lion) *leon(ik*)*

LÉONOIS (Tristan le Léonais) *Tristan al Leoniad* (var.)

LÉOPARD (11° < leo-pardus lat. ; C. *leopard* lieupart, GR *leoñparded* – gall *llewpart*, irl *liopard*) *LOUPARD* m.-ed (& fig. T > loubard)

LEP / L.E.P. (lycée d'enseignement professionnel) = '*barzh al LEP* (*paotred Diaouled ar Menez*, & *lis^seoù micher*)

LÉPIDO- (gr *λεπίς* *lepis*, *lepidos* : écaille / *SKANT* coll.) = *lepido-*

LÉPIOTE (19° < gr *lepion* / *λεπίς* écaille) *champignon seuleg* m.-ed (W<Drean / *saouleg* NL Ph & (*s*)*kabell-où tous^seg* / *Soul* NL T – dont coulemelle NALBB n° 177 - Wu) *POTIRON* m.-ed

LÈPRE (12° < lat.-gr *λέπρα*, lépra - maladie ; v-br *lebred* / *louor*, C. *loffrnez*, GR *lornez*, *loreh*)

LO(V)RNEZ^h / *LOVREZH* f. (W var. / saleté & lorgne – gallo) *LORNACH* m. (Prl) / *LOR(G)NEZ*

LEPRECHAUN (angl. < irl *leiprechán*, *lup-* & *lucharachán* : elf, pigmy / *KORRIGAN-ed* f.1) =

LÉPREUX,-SE (11° < bas lat. ; v-br-gall *louor*, gall *llofr* / *llwfr*; C. *loffr* 'ladre mefeau, lazarus' / *mezell*) *LOVR* > *LOR* /lɔ:r/ ad. & m.-ed f.1 (& 'laour' Luzel 19° & titre *Al laoures Mari Derrien*) : *tud lovr* & *lo* 'vel ar c'hazh 'tal an tan (& Ph > veule / Ki > sale), (surn. GR *cacous* caquoux T) *KAKOUS* ad. & m.-ed,-ien - *kakoujen* - f.1 : *tier kakous* & *genoù kakous* (T<JG)

LÉPROLOGIE (20°) = *leprologiezh* f.-ioù

LÉPROLOGUE (20°) = *leprolog* m.-ed (f.1)

LÉPROSERIE (16° < lat. / ladrerie GR) *LOVRDI* / NL *KLAN(V)DI* (T<JG & Clandy, Claondy) m.-où, (corderie anc^e) *KAKOUZIRI*, & *kordennerezh* f.-où (& cf. Poterie NL Pabu ar *Boderezh*)

LEQUEL (& laquelle, lesquels, lesquelles – m-br *peheny* / *hen(n)* v-br-gall *PEHENI* / *PEHINI* - *PEHANI* (& Prl > *pe'h kani*) ? : lequel est prêt *pehini zo prest* ? & (syn. Ph - *pe*) *sort heni* ?, (relatif – calq. Pater 16°) *Hon Tad pehini zo en neñv* (trad. 16° *Hon tat pe heny so e'n nefuou*) / la maison dans laquelle j'habite *an ti (MA) emaoc'h o chom ENNAÑ* / *LEC'H (m')emaoc'h* & le ma *oc'h 'chom* - Ku / *e-lec'h*), & une région dans laquelle il existe de belles choses (Lu<F3) *ur vro hag ez eus traou kaer (enni / e-barzh enni - Ph)*, celle avec laquelle tu allais *an heni ma oas o vont (asambles) ganti*, les gens entre lesquelles il était assis (& parmi lesquels) *an dud ma oa asezet ('kreiz) etreze*, & *en o mesk(où)*

LERCHE (arg.-verlan < cher - Rob. : pas lerche !) *pas pikol* !

LERELOT (16° - refrain) > *LALIRA*...

LERGUE (NR Hérault < Lerga < gaul.-celt. lergo- trace D 168 – v-irl & v-br *lerg* > *lerc'h*) =

LERMOT (NL Hillion - gallo < L'Armo^r) *An Arvor* & *Arvor Hillion (Penteür)*

LÉROT (16° < loir - dim. / NL Plouha Kerlérot) *lir(ig)* m.-ed

LES (1 - art. défini – pl. / la & le) > LE

LES (2 - pron. pers.) *O* (mut. 2) : les aimer *o c'haret*, les retirer de là *d'o zennañ ales^e* / (KLT) *ANE²HE* / *ANEZ^HO* (& var.) : *karet anehe*, *da dennañ anezho ales^e*, (pron. Sujet - P3) *I* (var. KL *INT*, *INT-I* & /in'di/ L, Ph affixe *-HE* / *anehe*, *evite*, *gante* - *anezho*, *evito*, *ganto*) : les voici qui arrivent *setu i o tont* & *int-i /in'di/ L*, & lorsqu'il les vit *p'en deus-he gwelet*, regarde "ça" ! *sell-he* !

LESBIANISME (19° < NL) = *lesbianism* m.-où

LESBIEN,-NE (16° < Lesbos) *lesbian* ad. & f.1

LESCOFF (NL Cap / Plogoff *Plogoñv*) *Leskoñ^(v)*

LESCOLLET (NL Ph < *les-* gl aula : cour & *collet* / *collot* coudraie / Le Gollot & Gollodic, Collojou & Kergollet) = *LESKOLLET (Sant-Hern / Moc'htrev)*

LESCOM (NL Pll & rime < GC *Leskomm* ? - di 'h aomp da chom : Justement on y déménage à Lescom vers Locmaria-Berrien – hum^t / Lescombley Skr & NF Com Ph) = *LESKOMM (BLEI²)*

LESCONIL (NL Big. Plobannalec / Lescounyl - Les- NP / *kounil* & var.) *LESKONIL* > *LESKON'*

LESCOUËT (NL 22 & NF Lescoet, Lescoat < NL – gaul.-celt. lissos & v-br-gall-irl *lis* gl aula : cour / ceto- bois < *caito(n)*, v-br *liscoet* NL Liscouet) *LESKOED (Gouareg / Leskoed-Yugon)*

LESDITS (& lesdites - personnes / ladite) > LEDIT

LÉSE- (læsæ lat. : crimen læsæ majestatis ; GR *crim aënep ar roüe*, *ar vagestез* – E / *eneb*) *NEB* : *neb ar roue* & *neb e vajeste / eneb E veurdez*

LÉSÉ,-E (pp / vb) & j'ai été lésé d'un franc *graet gaou a bevar real ouzin-me* (T<JG)

LÉSER (16° < lat. ; GR *gaoui*, *goalla*, *greva*) *GWALLañ,-iñ* : *gwallet eo ar vro*, *GAOUiñ (ub)*, (cata.) *GLAC'HARET (an dud – T<JG / sardin* & Ph *gwallegañ* endommager, *labezañ* & lapider)

LÉSINE (17° < *lesina* it. : alène de cordonnier 'minahouet' & bretonnisme < *menauet* C. ; GR *pizony*, & *re vras pizder*) *SELLUSTED* f., (usu^t K) *TASKAGN* m.-où

LÉSINER (17° / *lesina* ; GR *espergn re var an dispign*) *SELL(et*) BERR*, *SILat** (métonymie), *TASKAGNal* (K & *taskaneal* / *daskiriati* & *daskiliati* Ph ruminer), *RAMPIGNein* (Prl & *amsellet* scruter, *arboellañ* économiser & Bd<PH économiser - au sou près - *pennekaad^o*)

LÉSINERIE (17° < it.) *TASKAGNEREZH* m.-ioù (Prl *rampignadur* & « *krahuinèll* » < *krav-*)

LÉSINEUX,-SE (& regardant) *SELLUS* (ad.), (personne / barattineur) *TASKAGNER* m.-ien f.1

LÉSION (12° < lat. *lesio* : tort ; gaul.-celt. uolson D 171 – Dr) *GWALL* m.-où & n.vb. ; (organe) *LABEZ* m.-où & faire lésion (Rabelais 16° mal) *ober gwall*, *labez* (& Ph *bloñs*, *brondu* & *gwask*)

LÉSIONNEL,-LE (Med.) *GWAD HA LABEZ* (T<JG - m. & coll.)

LESLAY (NL 22 Le Leslay 16° *les-* aula, cour & *lae*^z haut-eur) *LESLAE* : *al Lezlae**
LESMES (NL 71 < superl. Letisama gaul. leto- gris – D 168 *louetañ*, gall *llwytaf*) =
LESMONT (NL > Plouër pierre de Lesmont ou Erussoir - Collections - Musée de Bretagne (musee-bretagne.fr) : butte de Lesmont, aller à Lesmont / NL Lesmonts 10 & *Les-* / *lez**, *Lesvenez*)
LESNEVEN (*Les-* & *Venev* / *Nevy* gall, NL Rosneven ; GR *Les-an-Even*) *LESNEVEN* / *LEZ*-*
LESNEVIEN,-NE (hab.-is^e - kanton *Lesneven* NALBB pt 15 & 16 pl. *Plouis 'neour*, *Plouzenielis - tud Lesneven*) / *LEZNEVENIZ**
LESQUELS, LESQUELLES (f. : pronom interrogatif - v-br *pe* & *re, rei* = Prl *pe'hrei* & gall *rhai* ; m-br *pere* / GR *pe-re* & *da be re* / *pe da re*) *PERE* / *PE RE* ? : *pere a vo roet dit ?* = *PE SORT RE* (var. Ph & '*sort re 'po* ? - Go > *sor'pou* ? - surn. - ex bistrotier de Pludual Go "Sorpou"), (relatif) : *he zud, pere zo bodet hiriw* (trad. Are / struct.) les gens avec lesquels on bosse *an dud MA labouromp GANTE* / *E labouromp ganto* (K<PT), les enfants parmi lesquels elle vivait *ar vugale MA veve-hi en O mesk* (& *en o mesko*ⁿ - T & *en o zouez* / *'barzh o zouesk*)
LESQUERN (NL Carnoët – orée du Fréau / *eskern* (tud) / S^t-Gildas & Motte < Taldir) *LESKERN*
LESQUILLY (NL 22 gallo / Le Guilly *ar Gilli ru'* / *Gilli glas* & Quilliou NL-NF, Pinguilly, Treusquilly NL & NF Pinguilly / *Y Gelli* gall. : *grove bosquet*) = *LESKILLI*
LESSIVABLE (20° - *hag*) *a c'haller koueziañ*
LESSIVAGE (18° - un) *KOUEZAD* / *KOUEZAJ* m.-où : *kouezajoù dilhad gwenn* (Ph), *KOUEZEREZH* m. (buée < gaul.-celt. *bucata- bugaderezh* m. & NALBB n° 466 / blanchissage Prl *kannerezh*), & "*lissivaj*" (*pilhòu d'ober paper - papetiri Benac'h Vallée kent* - TK<RKB)
LESSIVE (13° < bas lat-gaul. *lixiva* – gallo « *leïssi* » ; v-br-gall *lissiu...* gl *lixa*, C. *lifiu*, GR *ober lichou* / *ligeou* & NF *Lichou* – ALBB n° 48 eau de lessive *lichou* / *lijoù* L/TK-Ph & *liziw*^e E-Ko-W & produit) *LISIW*^e > *LICHOU* / *LIJOU* m. (pl. & coll. /-aou- : *dour lijou* (Ph / Go<KC *lijif*), (lavage / lessive faite) *KOUEZ* m.-ioù : *ar c'houez o seha*^o (Li<YR la lessive séchant), *gwenn eo e goue* ? (Ph sa lessive est bien blanche) & (anc^t) cour à faire la lessive *porzh-kouëz* (*Ker-ar-pont Lannuon* T<JG Pors-couez Kerampont / W > *kovu* & tan), (lavage – à la machine) *KANNADENN* f.-où : *pa'm bo graet ur gannadenn* (quand j'aurai fait une "machine" usu^t Ph / série de lessives *KANNADEG* f.-où /-ier L, hum^t *RIBOTADENN* f.-où), (lessive bouillie - trad. - à l'ancienne) *BERVADENN* f.-où : *o'r (ober) ur vervadenn* (Dp<PYK / Ph *ur gannadenn*), (anc^t buée) *BUGADENN* f.-où (Ku - NALBB n° 466 lessive à l'ancienne - syn. & var.)
LESSIVER (14° - avec produit à lessive) *LISIVañ* > *LICHAOUañ* / *LIJAOUIñ* (L/T & *dilijaoui* rincer NALBB n° 467 / buée), (linge) *KOUEZiañ,-iñ* (cf. var. W *KOVUiñ*) : *koueziñ ur roued*, (fig. - s'épuiser) *AOGiñ, DIVANAñ,-iñ,-o* : *divanet on* & *arru ôg* (T<JG), la terre a été lessivée (Go<KC) *an douar zou bet gwelc'het* / *GWALC'HET* (lavée par la pluie etc.)
LESSIVEUSE (19°) *BAILH KOUEZ*, (& son contenu) *BAILHAD* m.-où (*kouez* / *kou*^e 'ajoù Ph), (bouilleuse) *BERVEREZ** f.1 = *LISIVEUZENN*^o f. *lisiveuzoù* (Go)
LESSIVIEL,-LE (20° - produit) *LICHOU* (coll. / ad.)/-*LIJAOUIÑ*
LESSIVIER (19°) *LICHAOUER* m.-ien (f.1 / NF *Lichou* - Li...)
LEST (13° < neerl *last* / *lest* frison ; GR *lastr* & NL) *LASTR* m.-où / coll.-*enn* (Mar. Li<YR), *MEIN-LASTR* pl. ; jeter du lest (& GR décharger le lest) *DILASTRañ*
LESTAGE (17° - Mar. ; GR *lastraich*) *LASTRAJ* m.-où /-*achoù*
LESTE,-MENT (15° < *lesto* it. - gallo > « *lesse* » ; GR *brao, mistr, peus-qempenn* assez = Ph) *LIJER* ad. : *lijer ha skañv* (*Perinaig ar plac'h lirin a gerze skanv da Werliskin* - Proux tr Perrette - La Fontaine 17°), *lijer he dorn, lammad lijer* (Ph / Go<KC étoupe) *STOUB* & *ken lest ha bido(u)c'hed* (Wi<PYK & Li<YR) *e vab zo lest iye*^o = *lest èl ur ur gad, gavr, ur ra'h-koed* (Wu<Drean agile & Prl *gwe* / *gwevn* & *gwewr* / *mewr* Ph, *meilher* Are & *liant* agile,-ment, *skei*^o *mibin* preste,-ment, (*mil*) *ouesk* très souple TK & *gortozit ma rin ul lamm dañvad evel ar re all - Lan, embanner al ludu* - J.Riou - attendez que je saute lestement...)
LESTER (14° ; GR *lastra*, W *lasteiñ*) *LASTRañ,-iñ* : *lastret g' mein* & *traoù, lastret* (lesté / lège) ; lester des casiers à l'aide de pierres (Li<YR) *MEINa*^o (*kevell*)
LET (tennis angl. *let out* – gall *gadael i maes*, irl *lig* /'ig'/) =
LET- (NL *Létivy* 22 – Languieux / Ivy > Loguivy, Pontivy, S^t-Ivy & cf. *Lézivy* – v-br *let-*: *lety*) =

LÉTAL,-AUX,-E (15° < letalis lat. : mortel > *lethal* angl. : injection létale US téléfilms etc. - gall *marwol*, irl *marfach*) = *pikurennoù letal* / (*pec'hed*) **MARVEL**

LETCHI > **LITCHI** (chinois) **LI-CHI**

LÉTHARGIE (13° < bas lat.-gr λήθαργία - gall *cysgadwydd*, irl *marbhánta* : *lethargic* ; C. *lytargi* 'litargie', GR *terzyenn-gousq*) = *litarji(ezh)* f.-où, & *terzhienn-gousk* f.-ioù-kousk, (appr^t) **HUNAD** (dér. & cf. Arv.W<JR *huniad* somme / sommeil) m.-où (& cf. L *morvitellerezh*)

LÉTHARGIQUE (14° ; C. *litargic*, GR *nep...*) *hunadus*, personne léthargique **MARVAS^SENN** f.-où
LETTE > **LETTON**

LETTON,-E (19° < all. *Lette*) **LETON** ad. & m.-ed f.1 ; (lang.) *letoneg* (m. / ad.-ek*)

LETTONIE (NL / Latvia) *Letoni(a)* : *al Letoni*, *Bro-Letonia* / Latvia

LETRAGE (19° - dér. / pl. - var. W) **LETRAD**

LETTRE (12° < littera lat. - ie / gr λίθος lithos & gaul.-celt. *licca* : pierre - alluvionnaire et molle à écrire dessus / *lia* irl & NL / *liga* & *lie*, v-br-gall *lech* : *cromlech* - irl *litir*, gall *llythyr* ; v-br *literenn* / alphabet, C. *lizerenn*, GR *lizerenn-ou bras*, *munud*, *penn-lizerenn* / missive *lizer-ou cached*, *roüe*, belles-lettres *gouïzyeguez* / sans l. (*den*) *diouïzyecq* / *dic'houzvez* - ALBB n° 431 missive) **LIZHER** m.-où, -ier (*lize'ier*), *lizhiri* (& sens fig. / Go<KC *livër-iou*) : *ul lizher da gas^s d'ar gêr da 'm zad*, *paotr al lizheroù* (facteur - préposé), *lizherier hir*, *al lizhiri kàer* (belles lettres) ; (signe & Mat.<JM) **LIZHERENN** f.-où : *deskiñ e lizherennoù* / **LETRENN** f.-où & *letrad* (W) ; comme une lettre à la poste *evel ma biz em genoù* (T<JG) & '*giz dibriñ vioù*

LETTRE,-E (12° < lat. - pp ; GR (*den*) *gouïzyecq*) **LENNEG** m.-ien /-EK* (ad. & NF Laennec)

LETRINE (18° < it *letrina* dim.) *letrennig* f.-où, (Imprim. 19°/ GR initiale) **PENNLIZHERENN** f.-où (& majuscule / *lizherennoù bras*)

LEU (11° < lupus lat. var. / loup) : à la queue *leu leu LERC'H-HA-LERC'H* (Pr1), *LOST HA LOST* ; (jouer) *c'hoari lostig al louarn* & NF *Le Leu* (OF / NL) & *Port ès leus* (NL Étables-Portrieux - Binic / St-Quay) > *Porzh ar Bleid* (NL *Leu*- LF : *Leuhemel* v-br *leo-hemel* = *leon-heñvel*)

LEU (2 /leu/ : monnaie roumaine < libra lat./ *livr* /liu^r/ Ph & *lur* - lei pl. / € 2008) = *200 lei* (Cibiu)

LEUA (NR - Belg. NR > la) **LIEUE**

« **LEUCHTAD** » (arg. Wi = beaucoup < vaisseau & vas, fût) **LESTRAD** (m.-où) : *ur lestrad traou*

LEUCA (NP gaul.-celt. & ie - f.) > **LEUCO-**

LEUCATE (NL Aude < gaul. *leuca* & *leucet-* : brillant, éclair - anc^t *Candidum Promontorium*) : les éoliennes de Port-Leucate *rodoù-avel Porzh-Leukad* (& ALBB éclairs *luc'hed*, NL Kerluffedec)

LEUCÉMIE (19° < all. *Leukämie*, *leucemia* / gr λευκός) = *leukemiezh* f.-où (*kleñved ar gwad*)

LEUCÉMIQUE (19° < all. & gr) = *leukemik*

LEUCES / **LEUQUES** (NP gaul. *leucos* : clair...)

LEUC(O- gr λευκός, *leukós* : blanc - ie & gaul.-celt. *leuka* - f.) =

LEUDE (Hist. < frq / all. *Leute* gens) =

LEUGAIRE (borne leugaire / milliaire - leuga celt. > LEW^e / LEV* / LEO^o...- *maen-bonn*) *leviata*

« **LEU-GOUERR** » (arg.beur Français, étrangers non musulmans : pas mal de 'leu-gouerr' < *gawri* = « roumi » *rûmi* رومي chrétien < byzantin) =

LEUHAN (NL v-br *lohan* gl paluster / *Lehan* NL Big.) **LEUHAN** : *koste' Leuhan* (& *Leuc'han*)

LEU-LEU (& à la queue leu-leu) > **LEU**

« **LEUNE** » (gallo) > **LUNE**

LEUQUES (NP gaul. - Gaule belge / *leucos* & *leucetio-* ? fulgurants) > **LEUCES...**

LEUR (1 - 11° < illor lat. Gen.pl. ; gaul.-celt. *eianom anuanom* : (à) leurs noms ; GR *dezo*, *dehe*) **DE^ZHE** / **DEZ^HO** (Ph syn. /dè^h/ & /dè^o/) : moi je leur dirai *me 'laro dezhe*, *pa roemp (boued) dezo* ; (ad.possessif P3 - mut. 2) *o zad hag o mamm*, *o bugale*, d'eux **ANE^ZHE** / **ANEZ^HO** : *al liw^e anezo* (parf.) **DE^ZHE**, **DEZ^HO** : *n'out ket kamarad dehe ?* ; (pron.poss. GR *o re-y*) le leur, la leur, les leurs **O HINI** / **HENI** (**HANI**) pl. **O RE(-I)** : *ma mab hag o heni*, laisser les leurs derrière eux *laoskel o re war o lerc'h* (Ph) = **O ZUD** (**DEZHE**) ; faire des leurs *c'hoari 'vazh* ; y mettre du leur *reiñ an dorn*

LEUR (2 - arg. & eur / SNCF) > **CONTRÔLEUR** (**KONTROL**)**LEUR** : *al 'leur ! (VAL R'a'on)*

LEURRE (14° < frq / *lure* angl. - gall *hud* / *twyll* & cf. Ph-KW *lure* / *tizh*) **TOUELL** m.-où

LEURRER (14° - C. *toellaff* = *deceff*, *deceu*) **TOUELLañ,-iñ** : sans se leurrer *kuit d'en em em*

douellañ, (appr^t) *LUIñ,-o*, *SODiñ* (« zo^udein » Prl) : à chaque fois leurrés *sodet - omp - bep taol !*
LEUZE (NP Belg. < Lotusa gaul. luto- : dépôt D. / *ludu, lludw*) =
LEV(A - pl. – monnaie bulgare / lev & livr / liur, lur < libra) =
LEVAGE (13°-17°) *SAVADEG* f.-où & 2 (VBF<PT *savadenn* meule & *savadell, savodenn*) : *savadeg an doenn* & n.vb. ; (levage de pâte) *GOADENN* f.-où, (techn.) *GOEREZH* m.-ioù
LEVAIN (12° < lat. ; C. *goell / go*, GR *goëll en toaz & gouïll, biouïl* W : *bara goëll & go / panenn, goëll læz & guëdenn, ar goëll eus ar pec'hed*) *GOELL* /gwèl/ m. (W *bioell* ferment) : pain au levain *bara goell toaz* (T<JG), *goell / kouignoù an Ened* (Ki<F3 / Prl *go'll & W<FL lae'h gôl*)
LEVANT (11° part.prés. < vb ; GR l'Orient *ar sav-héaul, bro ar sevel-héaul, eus ar sav-héaul d'ar c'huz-héaul* – cf. شرق : *chark* > شرقي *chergui* : vent d'est chaud & *chergîn* pl. > *Charajined* Sarrasin – n.) *SAV-HEOL* m. NL Croas *sao-heol* (Sainte-Sève *Sant-Seo Lu*) & *Sav-(h)eol* (marq.29 fruits légumes / KL & Prl *zaiù-hiol*), *LEUVANT* m.-où (trad. 19° / *Gorre* partie haute, Est / *Goueled*), (ad.) *O SEVEL* : *Trema an Heol o Sevel* (titre - Kaba c1940) & *an heol-sav* (Luzel 19°)
LEVANTIN,-E (16° ; GR *tud ar sevel-héaul & guinidicq...* & cf. Maroc شرقي : *chargî / chergui* (vent d'est : *den, tud*) *eus ar sevel-heol*
LÈVE (19° n. & lève-) *SAV* m.-ioù /sa:v\f/ & /saw/ (K *sao°* & *Sao° Breiz...*)
LÈVE-CŒUR (T<JG) *SAV-KALON* m.
LEVÉ,-E (ad. / pp - pâte etc.) *GO* : *go a-walc'h eo / GOET* (pp) & pain trop levé *bara evel eon* (T<JG) ; (pierre levée) *SAV* : *maen-sav & mein-sav* menhirs /saw/ / (pp) *SAVET*: *e zorn savet* ; (debout) *WAR-SAV, WAR VALE* : *war vale out ?* & au pied levé *a-daol-dak (-diouzhtu)*
LEVÉE (12° < vb ; GR récolte *leve / sav-douar, savennou, tunyennou*) *SAV (SAO°)* /saw/ m.-ioù (tous sens) : *ur sav douar* /sa:v\f/ Ph : la levée du corps *ar sav-korf, pet sav lizhiri a ra (ar fauteur), ur sav soudarded*, (levée de gerbes) *SAVELL* f.-où : *savelloù ed (& javelloù javelles)* ; (levée de terre & NL Levées) *LE(U)VEENN* f.-où : *Leveenn Landreger (& leve rente, tuchenn terre levée, lamedigezh* enlèvement / le lever *ar sevel & gallo = portée > savad)*
LÈVE-NEZ (gallo « lève-neï » : curieux - m./f.) *sav-e-fri / sav-he-fri*
LEVER (10° < levare lat. / levis < legvis & laghu sanskr. - ie léger ; v-br-gall *sab* S3, C. *feuell quent an dez*, GR *sevel uhel & gorren, lemél / goï & an ampoënt ma sav an autrou & se lever*) *SEVEL* (base *SAV-*, loc^t *SAVel,-ein* - W - tous sens) : lève la tête ! *sav da benn !*, lever les mains en l'air *sevel an daouarn d'an nec'h, sevel e zorn warno* (& lever la main sur q^{um} T<JG *bantañ an dorn war ub*), *c'est l'heure de se lever poent sevel*, il ne lèvera pas le petit doigt *ne savo ket e viz* (& sans le lever *hep finval gar - F&B 19°<CCh*), le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt (adage VF) *Abred d'ar gwele diouz° an noz Ha seder ar paotr antronoz, deuet da sevel tud (mevelien & relève), sevel an eor, sevel trujou, ur gartenn, krog eo an traou da sevel, da bed eur 'oas savet ?, pa sav al loar, an avel, (se lever) & mont en e sav : kae ez sav ! & sevel en e sav / (de son séant) eus e goazez / gavaze* (GR), (pâte) *GOiñ* (& *sevel a ra an toaz / goedennañ*, T<JG *klogori – dibradañ* décoller fig., *dibellañ & diblouzañ, dichedañ, diwanañ* germer, & le lever de perche *gwerniañ ar berchenn / ar blomenn & al lañsenn / sachañ war ar berchenn* (TK<SF tirer la perche / *war ar c'hravazh*), *gorren* relever *gwintañ* soulever & arg./sex. Chon<BTP *rampikat*) ; (n.) le lever de lune *ar sav-loar /-heol* du soleil, *ar sevel-heol & deroù an deiz / gouloù-dez & sklêrijenn an deiz*, le lever de perche *gwerniadenn (ar) berchenn & (n.vb.) ar sevel perchenn*
LÈVE-ROUES (T<JG & Ph) *LARDOUER* m.-où
LÈVES (NL 28 & Belg. < théonyme Leuaci gaul. leuo- : lisse, luisant / v-br *limn* > *LEVN*) =
LÈVE-TARD (20°) *diveureer* m.-ion f.1 (T / *ober teil 'n e wele, diwezhat 'tibellañ, o tiblouziñ* Ph)
« **LEV(E)TON** » (gallo « lèvton ») : (*bara*)-*go(ell)*
LÈVE-TÔT (20° - anc^t) *beureek**, *mi(n)tinapl** (Kist.W<MN/Wu<Drean) lève-tôt n'est pas mortel (le monde appartient à qui se lève tôt) *skuizh mitin ne laz den ebet / unan eus abred an deiz* (YG)
LÈVE-VITRE (20° & lève-glace) *sav-gwer* m.-ioù-
LÉVI, **LEVY** (NF hebr *lewī* : adjoint – Rob. NP & C. *Leui / Lévi-strauss & Lévy...*) =
LÉVIATHAN (NP Bibl. ; C. *Leuitan*) = *Leviatan*
LEVIER (12° < lever ; v-br *loch-*, C. *liffyer houarn* 'pel de fer', GR *fichell da scolya ur c'harr*) *LOC'H* m.-ioù, bras de levier *LOC'HENN* f.-où,-inier (& *louc'h* empreinte), (pied de biche Ph /

gwalinier & *loc'hinier*) > *LINIER* m.-où : *ur linier houarn*, (barre / conte Ku Paotr e vas-houarn), *SPARL* m.-où / *SPEG* m.-où, (latte) *LATENN* f.-où, levier de vitesse (RKB<HN) *dorn an tizh*

LÉVIGATION (18° < lat. – n.vb. : *al*) *livrizhiñ*

LÉVIGER (17° < lat. – appr^t) *LIVRIZHAñ, -iñ*

LEVIS > PONT-LEVIS (*PONT* / *PORZH-GWINT*)

LÉVITATION (19° / angl.) *skañvidigezh* f.-ioù

LÉVITE (12° < lat. / hebr NP Bibl. Lévi C.) *Levit* m.-ed f.1, (vét.) *LEVITENN* / *LIVITENN* f.-où : (redingotes trégorroises 19°) *levitennou Treger* & *lak ul livitenn* (trad. Ph<Goadec)

LÉVITER (20° < levitas, -tatis lat. / légèreté) *LEVITiñ*

LÉVITIQUE (Bibl. GR *levr al leviticq – trede levr a Voysès*) = *al Levitik*

LÉVOGYRE (19° < lat.-gr : vers la gauche – interj.) *SOÛ* & *an trede Emsav zo un emsav-kleiziañ* ; (évolution lévogyre) *kleiziadenn* f.-où (cf. / à droite *dihell- !* & vb *dihellat**)

LEVRAUT (14° & levreau / lièvre ; GR *gadicq, gad yaouancq*) *gadig* f.-ed, *gad yaouank* & *hanterc 'had* f.-c *'hedon / gedon*

LÈVRE (11° < labra lat. – ie / germ. & angl. *lip* ; gaul.-celt. lab(a)ro- loquace & su-labaro *helavar* & Jupiter Bussu-marus / buððuton & v-irl *bus* > *busóg* baiser / *gweus* D. ; C. *gueus*, GR *gweus, diveus* & *musell-ou*, lèvre entamée *boulc'h-eyen* – NALBB n° 399-400 lèvre-s & syn.) *MUZELL**° f.-où (duel rare) : lèvres retroussées *muzelloù distroñset* (T<JG), grosses lèvres *muzellou grac'h* (Li<YR / *gwrac'h*) & *muzelloù kig-sall* (Ph / vulve *muselloù^e dindan*), (lippe K-W) *GWEUS* > *YEUZ**° f. (duel) *diweuz / di'yeuz* (Ku), (surn. & loc^t – E & Go<KC *lap'nou*) *LAPENN* f.-où & *koue't he lipenn war he lapenn* (inférieure / supérieure Ph-T<JG) & (Wu 1 pt / babines) *marmotoù* pl., (Plz<GG / W *sklouf*) *SKLUF* m.-ou ; rire du bout des lèvres (& minauder / mine) *minc'hoarzhin / mous-* (sourire) ; il y a loin de la coupe aux lèvres *pell ema Yann diouzh e gazeg !* & *pell edon doc'h va c'hazeg* (Li), (bec-de-lièvre) *BOULC'H* ad. & m.-où (NF)

LEVREAU (var. - dim.) > **LEVRAUT**

LEVRETTE (15° ; GR *levranès, levreres-ed* W & cf. *slouga* f. / *sloughi*) *LEVRANEZ* f.-ed, & (W) *levrez* f.-ed & (prendre) en levrette (*ober*) *LAVIG - dehi...* (Ph / vb Ph<AT *lavigo ar giez*)

LEVRETTÉ,-E (17° - pp) *LEVRANET*

LEVRETTER (14° ; GR *gada / gadonna* chasser & NF *Gadonna Ko* / vb 2 – levreau) *GADañ* ; (fig. & en levrette Ph) *LAVIGañ, -iñ, -o* (*ar giez*)

LEVRICHE (GR petite levrette *levranesedigou*) = *levranezig* f.-ezedigou

LÉVRIER (12° / lièvre & cf. سلوقي : *slugi* sloughi lévrier arabe) *LEVRAN* m. *levrini* (T<JG / W) *LEVRER* m.-ion (f.1)

LEVRON,-NE (16° deux sens / petit) *LEVRANIG* / *LEVRERIG* m.-où

LEVROUX (NL Indre – anc. Gabatum / gab- gaul.-celt. & gabalos : gibet & fourche – *gaol*) =

LEVURE (15° < vb / lev- ; GR *goëdenn* : *goell læz*) *GOEDENN* (sans mutation / *goell* levain & *goell bier / læzh* & *an tro* m. : présure)

LEX (lat. - BS seul^t / gaul.-celt. *rextu* & ie : *rex, rix* & *reg-* – C. *laefenn*) > **LOI** & *dura lex sed lex kaledenn, mes lezenn !* (cf. NF Lézennès : *lesenneres^e*)

LEXÈME (20° < gr *lex(is)* λέξις / gaul.-celt. *gar-* & gall *gair* : *ger, gir*) = *leksem* m.-où / *geriennou*

LEXICAL,-AUX,-E (19° < λέξις) : mots lexicaux *geriaou* (pl.) & champ lexical *sterva* m.-où

LEXICALISATION (n.vb. : *al*) *leksikalizañ / ar geriennañ*

LEXICALISER (20° & se) = *leksikalizañ, geriennañ* (*traoù* / *GERiañ*)

LEXICOGRAPHE (16° gr *λεξικογραφος* ; gall *geiriadurwr*) = *geiriadurour* m.-ion, *leksikograf-ed*

LEXICOGRAPHIE (18° *λεξικογραφος* - gall *geiriaduraeth*, irl *foclóireacht*) = *leksikografiezh* / "*geiadurezh*" f.-ioù & (glose n.vb. : *ar*) *sevel geiadurioù*

LEXICOGRAPHIQUE (Mat.<JM) *leksikografik*

LEXICOLOGIE (18° < gr λέξις & λόγος) = *leksikologiezh* f.-ioù & "*geriaouerezh*" m.-ioù

LEXICOLOGUE (19° < gr λέξις, léksis & λόγος, logos) = *leksikolog* m.-ed / "*geriaouer*" m.-ion

LEXICON (frangl. / irl *foclóir* < *focal* : *word*) =

LEXIE (20° Ling. : *gerienn* – pl.) *GERIENNOÛ*

LEXIQUE (18° < gr *lexicon* / λέξις, léksis : mot – gall *geiriadur* & cf. كتاب اللغة : *kitab el-luğa* /

loṛa = *levr an teod/yezh*) = *leksik* (Diwan), *geriadurig m.-où* (& *geriadur dictionnaire*)

LEXIS (20° < gr λέξις, léksis : énoncé, mot) =

LEXOVIE (NL antiq. - cf. NL Le Yaudet T / NL Lizieux – gaul.-celt. lexsouio- : penché / *lespos* & *posles* < *les-* ; GR *Lexovy* / *Coz-Gueauded*), *ar gêr 'Lexovi* (rim.<DG & HSK)

« **LEYAR** » (dial.) > **LEARD**...

LEYDE (NL *Leyden* ND Lugdunum Batavorum gaul. = Lion, Lyon & Loudun / ms v-br-corn 8°) = *dornskrid Leyden* (cf. LF p. 4...)

LEYMENT (NL Ain & Lemens – Savoie < gaul. lemo- : orme – D 168) =

LEZ (1 - NL 84 < Letoce gaul. leto-cetum : gris bois *louet* & NF = gall *llwyd* & Lloyd – D.)

LEZ (2 - Le Lez NF Lu / gaul.-celt. lissos NL & v-br-corn-gall-irl *lis* gl aula : cour etc. > NF-NL ex. Lescoat / Lescoet, Lescouet, Lescouët & Liscoet etc. / NF Le Lez / Le Lay & Floc'hlay, Gourlay & laize, lé Li<YR *lez*) *al LEZ*

LEZ- (3 & Lès-, Les NL ne se traduit pas en breton < *latus* lat. / gaul.-lissos NL Senlis v-br *Les-*, *Helles* & *lis* cour / GR *lez an aud*, *ar mor* & *Lez 'n-Arvor* / *Lezardrev* & NL) : Loguivy-lès-Lannion *LOGIVI-LANNUON* / *LOGIVI-PLAERANEG*, *LOGIVI-PLOUGRAS*, *LOKMARIA-BERRIEN*, *LOKMARIA-PLOUZANE* (& *Lo 'maria Plouvagor* / *Log-* & *Sant-Tos 'kichen Gouezeg*)

LÉZARD (15° *laisarde* < *lacertus* lat. ; gaul.-celt. - *ie* *glaston*, *glas* v-br-corn-gall-irl, gall *madfall* & *genau goeg* - *lizard* angl., irl *earc* /ark/ & *laghairt* /lairt/ ; C. *glafart* 'lefarde' f., GR *glasard* & *gurlaz* W : pleure comme un lézard tombé dans une fourmilière *leñva a ra evel da ur glasard a vez couëzet en ur grug^uell meryen* – basq *sugandila* - *lagarto* esp. < *suge* : *naer*, *gadatxo* / *gardabera* : *askol* – B. Atxaga *Obabakoak* & lézard gris du Sahara / *varan* وړل *oural* & pl. *ouran*) *GLAZARD* m.-ed f.-enn-ed, & *gurlaz* m.-ed,-i (W < *gwer-glas* caméléon) ; (surn. - cf. & lézard des marais / vivipare - homophonie / *glazardenn*) *KAZH-RADEN* m. *kizhier-raden* ; faire le lézard *HEOLIGiñ* (var. *HEOLiañ* /-ata) ; pas de lézard *mann ebet flaw^e*

LÉZARDE (17° fém. / lézard) *FLAWIADENN* f.-où, (en anguille) *SILIENN*, *SILAB(R)ENN* f.-où (& *aeradenn* jour, *bolzenn* renflement, *skar* interstice)

LÉZARDÉ,-E (18° pp / NF Flao & var. Le Flo) *FLAWIET* /'flawjød\ɛ/ : *flawiet eo da voger*

LÉZARDER (19° & se) *FLAWiañ* /'flawjə/ (& *aeradenniñ*, *baotañ*, *bolzennañ*, *siliennañ*, *skar*) ; (lézarder au soleil) *LEOZENNIÑ* (Ki & *tommheoliañ*)

LÉZENNES (1 - NL Nord / NP Licinius Rob.) > *LEZ-*

LÉZENNÈS (2 - NF Lézennès - Ph / Lévénez / *LEZENN*)

LÉZIGNAN (NL Aude < *Usuerna* gaul. *uxs-uerna* haute aulnaie) = *gwin Lezignan*

LEZIVIRI (NL Li<YR / *Lez-* : *KOAD*) *LEZIVIRI*

LEZOUX (NL & plat gaulois < *luto-* : *lut* / *ludu*) =

LÉZARDRIEUX (NL T < *Les* & *ar* / *Trev* NR) *LEZARDREV* /lezar'drɛ:/ Tu : *porzh Lezardre* '

LÉZARDRIVIEN,-NE (hab.-is^e - NALBB pt 59 n° 006 *kanton Lezardreo*) *LEZARDREVIZ**

L'HÔPITAL-Camfrou (NL – gaul.-celt. *cambo* & *srutua* : sinueux torrent, NR Le Frouit KLT & Frouitven L, Floubalay 22, Camfrouit Relecq-Kerhuon) *AN OSPITAL* (-*KAMMFROUD*)

LI (1 - 17° mesure chin.) = *ul li*

LI (2 - fr-prov & NL Li, Ly & Lé, Lex < gaul. *lic(c)a* pierre div. & *paroi*, irl *lia* /liə/ *liga* pl. & *liag* Gén. : *stone-s* / *lie* C. *Ly guin* & sens de dolmen NL / *Lilia*, *lia-vên* & *Liogan* - cf. *Lec 'h*) > *LIA*

LI (3 - لي à moi > j'ai لي S1 *din-me* / tu as لك, il a له - ex. : لي كتاب : *li ktâb* j'ai a un livre) =

« **LI** » (4 - gallo : à l'i / yelle & à yeux) > **LUI**

LIAGE (13° < vb) *LIAMMAJ* m.-où,-choù : *koad liammaj* (& Prl > *'iammaj*), *AMAR(R)EREZH* m., (n.vb. : *an*) *EREN* (Ph & var.), *al LIAMMAÑ* / *LIAMMEREZH* m./f.-ioù

LIAIS (12° pierre calcaire dure au grain très fin / *lias* – gaul. *lica* > *liga* > *lie* & *lia* / *li*) = *liac 'h* m. (& *PELL*. 18° *liac'h-vean* / NL & dolmen)

LIAISON (13° < *ligationem* lar. ; v-br *anre* < *ie* *re-* & v-br-gall *poill* / *ciall* irl ; C. *eren*, GR *ereadur*, *ereedig^uez*) *EREAD* / *AEREAD* (W *ariad*) m.-où & en liaison *en-ere(eg)* NF L'Héréec (T) ; (Mat.<JM) *liammadur* m.-ioù, *liammadurioù* (liaisons de consonnes finales - Ling. < JCR), (élément de liaison / charrette) *POELLENN* f.-où ; (retenue) *STROB* m.-où, *STROBADENN* f.-où (& fig. / Ph *en em strobañ* se lier en couple, se mettre en ménage - fam¹ Ph) ; (entre éléments)

STAGADUR m.-ioù (& *kej* joint, *liamm* lien & *poell* Dp bout de ficelle / sac à nouer etc.)
LIAISONNER (17° - maçonnerie) *LIAMMiñ*
 « **LIAN** » (gallo, titre "Le Lian" & "liaun" 2005 < ligamen lat. - cf. VBF PT p. 80 / lien & lat.)
LIAMM m.-où (& Prl-E > ur 'iamm)
LIANE (17° Antilles < dial. Ouest / gallo « lian » & *liam-frouez* - F&B 19°<CCh) *LIAMM* m.-où
 (& *gweerez-ed*, *troierezed* / *liseron* & *volubilis*)
LIANT,-E (17° part.prés. ; GR *guëzn* : ur *c'horf guëzn*) *STAG* ad. & m.-où, *stejer* (pl. - Ph) ; (bois)
kewez m. (& coll. / *gwedenn*, *kelfen*, *plegenn*) ; (personne - liante) *amgraus*, *AES* (*an tamm anezhañ*
 - m. & souple *gwevn* / W *liant* agile & *lijer* Ph leste)
LIARD (1 - 14° / lie Rob. – gaul. *liga* / *lia* ; GR *lyard* : *n'am eus nemed lyarded* / *lyardou*) *LIARD*,
 (valeur / contenu) *LIARDAD* m.-ed,-où : ur *liard* (Pll<PM / Go<KC *pas liard* !)
LIARD (2 : peuplier franc, noir / peuplier blanc T<JG) *ELO*° (coll.-enn) : *gwez elo*
LIARDER (anc^t : lésiner) *LIARDañ,-iñ*
LIAS (19° Géol. < angl. Géologie / *liais* < lic(c)a - gaul.-celt. : *lia* / Kerlias NL Malg.Wu<EP) =
LIASIQUE (19°) = *lia* (*maen lia* / *lia-vaen* !)
LIASSE (17° < lier & suff.; GR *qordennad paperyou*, *scrigeou* & *erëet*, *staget*, *fichellad paperyou*)
STROBAD m.-où : ur *stobad lizherier* / *lizhiri* (L & *duilh,-ad* liassée, Prl ur *pakad li'heriaou*)
LIASSÉE (gallo) *DUILHAD* (*kignon*, *ognon*) m.-où
LIBAGE (17° < gaul. / li-) *MAEN-MATERI* m. *mein*
LIBAN (NL لبنان - *Lebanon*) = *al Liban*, *Bro-Liban*
LIBANAIS,-E (لبناني : *libanâni*) *Libanad* pl.-iz f.1
LIBANISATION (20° n.vb – al) *Libanaad* (& var.)
LIBATION (15° < lat. vb libare & gr λιβάς, *libas* : goutte – gall *diod*, *diota* faire libation)
EVADEG f.-où : *evadeg sistr* (Ph) & 2 (Prl *everezh* beuverie)
LIBEAU (hapax - 17°) > **LIBELLE**
LIBECCIO (it., Corse : vent S.O.) = *al 'libeccio'* (m.)
LIBEL (anc^t 16° > angl. & 'libeau' - 17°) > **LIBELLE**
LIBELLE (13°-15° < libellus lat. dim. < liber & hapax 'libeau' 17° ; C. *libell*, GR *scrid offançzus*)
LIBELL m.-où : *libell an hucher* (Dr<Y.Gow convoc' d'huissier)
LIBELLÉ (19°) *LIBELL(AD)* m.-(*ad*)où : *libell ar varnedigezh*
LIBELLER (15°) *LIBELLañ,-iñ* : *libellet fall*
LIBELLULE (18° < lat. / libella : niveau & level - live / vol horizontal ; C.) *NADOZ-AER* f.-ioù :
 la libellule cout les yeux des enfants *an nadoez-aer a wri daoulagad ar vugale* (T<JG & *nadoe'-*
aer T<DG), *an (n)adozenn aer* (Lu<JR & Go<KC *nadouenn aer*), (gallo "ch'va d'caleu" / 'cheval
 de couleuvre') *MARC'H-AER* m.-où : *sell*, ur *marc'h-aer* (usu^t Ph) & *kompagnunez**° *an naer* f.-ed
 (Saint-Pever E<DG), *mate'h en aer* (Wu<DG), & *spilhenn a(v)el* (Ki<EP) f. ; grosse libellule
 bruyante *kazeg-aer* f. (T<DG & E<ND *broud-àer* / *brouderezed* taons), (surn. - Ph "demoiselle" -
 petite libellule) *DIMEZELL* f.-ed, *MAMM AN DIAOUL* f.-où
LIBER (18° lat. Bot. > livre - tous sens / v-br *librou* & *Lebor* v-irl irl *leabhar* /l'aur/ book) *al liber*
LIBÉRA (lat. Église) *LIBERA* m. : *kana al Libera* / *war an ton uhella*° (trad. Pll<GC *Son al*
Libera / *en noz-mañ ma fried paour zo marvet* !)
LIBÉRABLE (19° - hag) *a c'haller liberiñ*, & *disoudardiñ* (Milit. & *unan da zisoudardañ*)
LIBÉRAL,-AUX,-E,-MENT (12° : généreux < lat. – irl > *liobrálach* /l'ibra:ləx/ / *saor-* /si:r/ : libre
 & gall *rhyddfryd* : *rez 'vred*, basq *liberal* ; C. *liberal* = franc, GR *larg* : *re larg*, & *haël* v-br *hael*)
LIBERAL ad. & m.-ed f.1 : *Liberated* (Laouenan 1830/236) & *Tud a Frankiz (F&B)*, *frankizour* ad.
 m.-ion f.1 / (généreux) *FRANK* : *n'int ket gwall frank anezhe* (& Ph *frañ*), *FRONTAL* (& var.) ad. ;
 (adv.) *gant largentez*, *ez-larg*, & *lark-kaer* ; professions libérales *micheriou frank* / *liberal*
LIBÉRALISATION (19°) *FRANKADENN* f.-où (*war ub* / *ud* – Ph) & n.vb. (*al*) *liberalizañ*
LIBÉRALISER (18°) *FRANKAat** (*war ud* / *ub*) & *frankizañ* / *liberalizañ,-iñ* (cf. *larka*)
LIBÉRALISME (19°) = *LIBERALISM* m.-où, & *frankizouriezh*, *liberaliezh* /-egezh f.-ioù
LIBÉRALITÉ (13° < lat.-itas ; C. *liberalite*, GR *larg^uentez* : *ober meur a largentez* / *larg^uentezou*
bras) *LARGENTEZ* & *liberalegezh* /-liezh f.-ioù (& L *difouliañs* munificence)

LIBÉRATEUR,-TRICE (16° < lat. ; GR *dilivrer,-our, dilacer & diboanyer-yen*) *DIEUBER, DILAS^SER* (Relig. & NF Le Dilasser) m.-ien f.1 ; (ad. – guerres libératrices) *brezelioù-dieubiñ*

LIBÉRATION (14° < lat. ; v-br *acupot* occupe / *ac'hub*, gall *achub* & T *diac'hub* > *dieub* ; GR *dilaçz, discarg*) *DIEUBIDIGEZH* f.-ioù & n.vb. : (Hist.) à la Libération *da vare an Dieubidigezh (& al Liberiñ), dez an Dijabl* (W) & la libération des camps (vb) *pa oa bet liberet ar c'hampoù* ; (divers / prison, Milit. – n.vb. : an) *dibrizoniañ, disoudardañ*

LIBÉRATOIRE (19° Droit / emprunt) *DIC'HLE / DIZLE*

LIBÈRE (Rabelais 16° gens *tud*) *LIPR-HA-LIPR* & /lipa'lip'/

LIBÉRE,-E (15° - pp) *DIEUBET, LIBERET*, (fig. Ph /lipalip/) *LIP^R-HA-LIP^R*

LIBÉRER (15° < lat. / liber – gall *rhyddhau*, irl *saor* /si:r'/ ; GR *dilaçza, (hem) dilivra & acquita, diboanya*) = *LIBERañ,-iñ* : *poent oa liberiñ anezhe*, & (Hist. 1945) lorsque nous avons été libérés *a-benn 'oamp bet liberet, DIEUBiñ* (var. *diac'hubiñ* désencombrer) : *dieubiñ o bro*, (se libérer – T<JG) *DISPEGañ* (*diouzh* & métonymie *digabestrañ, dijabliñ, dinaskañ, dishualañ, distrobañ*), (prisonnier) *DIBRIZONiñ,-iñ*, (soldat) *DISOUDARDAñ,-iñ* ; libérer d'une hypothèque *DIC'HLEañ / DIZLE-* (*ur park T-Go<FP*), *PEURBAEo - hon dle* (Ph)

LIBERIA (NL Afr.) = *al Liberia*

LIBÉRIEN,-NE (19° Bot. & hab.) = *LIBERIAN*

LIBÉRO (20° < it. - foot.) = *c'hoari evel libero*

LIBERTAIRE (19°) *LIBERT(A)ER* m.-ion f.1 : *Al liberterien hag ar brezoneg* (Brug Masson 1913 - F.Broudic), & *frankizan* : *un ene frankisan^e*

LIBERTÉ (13° liureteit < *libertas* lat. & liber – gall *rhyddid & libart* : *freedom & liberty*, irl *saorse* /si:rs'ə/, basq *askatasuna* / E.T.A. ; C. *liberte*, GR *libertez / librentez an galon & francqiz* : *ez ma e francqiz, ar galloud en deus da vont pe da chom, lesel foll en e roll*) *LIBRENTEZ* (B. 1905 & Mat.<JM) / *LIBERTE* f.-où : *bevet al liberte !* & (chanson 1850) *Presec a rit al liberte / Egalité, fraternité & flashmob de Lannion 12/12/2013 - T<LJS "liberte, egalite hag ive' fraternite !"* ; (espace libre) *FRANKIZ* f.-où,-joù : c'était le retour à la liberté (1944 Pll<PM) *digoriñ a rae ar frankiz warnomp, & frankis^e da bep heni*, un outil de liberté *un oustilh a frankiz* (T<F3), prendre la liberté (de) *kemer hardizhted (da zonet - W / Ph kemer hardi'egzh / hardiaet da vont)*, prendre des libertés avec q^{un} *mont re frank (ouzh ub)* ; en liberté *EN E ROLL* (& *diouzh / hervez e roll* GR), (*leuskel ub*) *DISTAG* (*en dishualded / digabestr*), *lezel o zreid ganto / hed he gar* (T<JG-Ph), laissé trop de liberté aux enfants *roet re a don d'ar vugale* (T<JG) ; en toute liberté (bêtes W) *ar o feulzer*

LIBERTICIDE (18° - ul) *lazh- / lazher-frankiz** (m. - pl.-où /-(er)ion f.1)

LIBERTIN,-E (15° < Rome - dim. / *libertus* ; GR *diboëll, dirollet, oryad* / « *den libertin* » ! Th trad. & cf. C. *lichezr = glout*) *LIKAOUER* m.-ion f.1 & *oriad* m.-ed f.1 ; faire le libertin *LIKAOUiñ* (& cf. *diboell / espoell, diroll-et, disolit, friant-ell, orged-enn & vb licheriñ*)

LIBERTINAGE (17° / C. *lichezri*, GR *diroll & diboëll*) *LIKAOUEREZH* m. (& *lik lai / licherezh*) = *libertinaj* (m.-où /-achoù)

LIBERTY (19° étoffe angl. – gall *libart / sairse* /si:rs'ə/ - *freedom* !) =

LIBET (gallo < HG : gueulin, fleurette / appât - boëtte) *BOUEDENN* f.-où

LIBIDINAL,-AUX,-E (20° Psy. / lat.) '*fed libido*

LIBIDINEUX,-SE (15°-18° ; C. *friant* & Ph-Prl - ad.) *FRIANT / FRIANTER* m.-ion f.1 (var.) *FRIANTELL* f.-ed ; yeux (*daoulagad*) *KAILH* (*ar baotred W<Drean & 'caille', daoulagad spilh / kran, lemm & lufr ar merc'hed / paotred Ph : erru lufr he daoulagad 'm eus aon ! elle est baisable*)

LIBIDO (20° Freud < lat. & all *liebe* : *love - ie / gaul.-celt. lubi ! aime !* – inscription D 176 etc.) = *libido - an eil hag egile / he-ben (eben)*, (animaux & personnes) *FRIANTIZ*^o* f.-où / *FRIANTAJ* m.-où /-achoù (& B. 1910 / animaux : *gwentl par*)

« **LIBOINES** » (gallo : choses inavouables & la Liboine : *dahue/darue Vienne / étudiants Poitiers* : animal mythologique ou légendaire logé dans une buse – oiseau / T<DG *ar VAOU - krouvet gant ar vaou* & v-irl *Bodb* - avatar du dieu *Lug* / farces calendaires & *libornaj*) =

« **LIBORION** » (gallo : paresse(ux) passant son temps à lire, vb « *liberier* » /libərje/ < *liborioner* / Ph<AT vauriens) *liborianed* (pl.) : *liborianed kêr !* (ces fainéants de citadins - lol ! / *chas kêr*)

LIBOUBAN (NF /li'bu:bən/ T-K & cf. NP f. *Eliboubane* / C. *Ly* = *lie* & gaul.-celt. *lica* : pierre

alluvionnaire de dépôt – ie / gr λίθος lithos, littera lat. & liboudenn rim. KT / penn sant Nigouden) : Libouban eo hec'h anv, ti (al) Libouban (T)

LIBOURET (17° - Pêche au maquereau) BAC'HOÛ (pl. / double pl.-eier < BAC'H : gros hameçon – cf. C. Libouron 'Liburnie' : région Libourne, LT jeune lieu libour & libouriñ o rouedoù W<LH)

LIBOURNE (anc^t Condate 1275 Leyburne < NP Leybourne - Kent GB / Libornia - oc Liborna) =

LIBOUX (Le Liboux – NF < OF, Teleg.) > LIBOUS

LIBRAIRE (14° < lat. - basq liburu-saltzaile ; C. libraer, GR librer-yen, marc'hadour levryou) LEVRIER m.-ion f.1 : ar Goaziou, levrier e Kemper (1920 / leorier), (popul.) LIBRAER m.-ion f.1 : he mab zo libraer e Paris (hum. T / /lib'rè:r/ > lip-revr) & marc'hadour levrioù m.-ion f.1

LIBRAIRIE (12° < librarius lat. - cf. مكتبة maktaba / Kateb ; C. libraeri bibliotheca, GR libreretz, librery-ou / stal ul librer boutique de libraire & cf. Montaigne 16° « Ma librairie » / angl. library – gall llyfrgell, irl leabharlann /l'aulən/ : levraoueg) levrdis / leordi m.-ioù : levrdis Kornog (& ABK - ar Bed Keltiek, Gwalarn, Nadoz-vor), libraerezh /-aeri f.-ioù, STAL LEVRIOÛ f.-ioù / levreier (Ph)

LIBRE,-MENT (11° < liber : homme libre - lat. anc^t lœbesum / vb libere - lubere var. - ie lubh sanskr. désirer / all vb lieben aimer & liubs goth. amour / love & gr λίπτομαι désirer, gaul.-celt. "lubi !" aime / ruthènes - D / gaul.-celt. rio < rigo- v-br rid > (koad) rez T, corn benen rid femme libre & gall rhydd, irl réidh / all frei & free LF, D 218 ; C. Libr-, franc 'liber', GR libr, francq) LIBR > LIP' (lip'-ha-lip' - adv.) : quand tu seras libre pa vi libr da zont, libr d'ober pezh a gar, circuler librement mont libr en-dro, lip'-ha-lip' 'vel am eus graet, klevet... (adv. - usu^t Pll<PM / Wu<Drean eñ a gerzh, a labour limp : fonnapl) / (franc, vaste Ph) FRANK : digor-frank > espace libre (méton.) FRANKIZ f.-ioù (d'ober ur fest-noz - ba da leur - Ph), (non occupé) DIEUB ; libre (de son temps) DIBRES (-KAER Ph / Prl dibreis), libre d'aller dibres da vont (Plz<F3), libre (de ses mouvements / attaché) DISTAG (& nes luz ebed > diluy T<JG-Ph & diluy ! Ph<AT au cheval etc. préf. DI(S)- : de licol digabestr, de toute entrave dinask & dishual > émancipé, rime dishual ha dfigabestr, libre d'obligation distal, de lien distrob & indépendant dizalc'h & dijabl, diharz, dispak) ; absolument libre dishual ha digabestr ; relativement libre dans ses mouvements (& adv.) LIB^R 'WALC'H : n'eo ket lib' 'walc'h (ar paour kaezh den) / n'eo ket, lib' 'walc'h ! décidément pas (Pll / Wu<Drean) un taol limp 'neus ; temps libre amzer vak (& GR vacq varnezâ / ar o gwar) ; écoles libres skolioù libr / kristen (opp. / skol an diaoul - dont école Protest. Pll)

LIBRE ARBITRE (16°) libr bolontez f.-où, (appr^t) MADOBER m.-où : lezel an nen en e vadober (T<JG & ober e did – d'ub / d'ur bugel)

LIBRE-ÉCHANGE (19° < free trade angl. / v-br nouitiou marchés & gall newid : (ex)change / gaul.-celt. cambion & vb cambiare > kemm) libr-eskemm m.-où

LIBRE-ÉCHANGISME (19°) al libr-eskemmañ

LIBRE-ÉCHANGISTE (19°) a du al libr eskemm /-er m.-ion f.1

LIBRE PENSÉE (19° & libre-pensée) al libr soñjal / "preder dieub"

LIBRE PENSEUR,-SE (17° < free thinker angl., gall anfyddiwr : difeizour) libr soñjour m.-ion f.1 (& spered dispartl / dishual ha digabestr...)

LIBRE-SERVICE (20° / self-service) libr servij

LIBRETTISTE (19° < libretto) = libretist m.-ed

LIBRETTO (19° Mus. <it. : livret levrig-où) =

LIBYE (NL & ليبيا) = Libia : dezerchoù Libia

LIBYEN,-NE (ليبى) Libian ad. & m.-ed f.1

LICE (1 - 12° < frq ; GR liçz-ou : penn al liçz, 19° Bouët liç !) LIS^S f.-où : lutteurs allant en lice gourennerien o vonet d'ar lis^s, & lis ! lis ! / plasenn al Lisoù (Roazhon Place des Lices - Rennes)

LICE (2 – 12° < lat. ; GR qyes-red & lice nouée qyes-red a so leun) kiez(enn)-red & puzeez*^o f.1

LICE, LISSE (3 - 12° < lat. & licier / liciatis gaul. : sorcellerie par le fil – PYL) BROED f.-où (& aiguille de tricot Pll<MC gall brwyd, brwydo : embroider) : broedoù ar stern gwiader (& embroed)

LICENCE (12° < lat. : faculté - de faire – irl cead, poetic licence gall rhyddid bardd ; C. liczancc, GR ober e lisançz & m-br que(f)nyat > keniad m.-où & NF Quéniat / kimiad congé / koñje^r) lisañs 1,2,3 (LMD R2 2005), aotreegezh f.-ioù, (permis) AOTRE m.-où : licence de pêche aotre da besketa, diplôme aotreegezh f.-ioù daoubenn, licence poétique diroll ar barzh m.-où, lisañs barzh

LICENCIÉ,-E (14° ; GR *lisancyed* / 1900 *autreek en lizeradur* L.Clerc titre *Ma Beaj Jeruzalem*) *aotreeg* (en *lizheradur* ès lettres) m.-ien (& pp > vb)

LICENCIEMENT (16° - n.vb.) *al LIS^SANSIAÑ*, (un) *TORR-GOPR* m. ; victime de licenciement *CHETET* 'MAES (an *usin^e* Ph<F3 2009 & *bet he sac'h / kaset kuit*, *rus't 'maes^e*, *roet he zavañjer...*)

LICENCIER (14° < lat. & licence ; C. *licenciet*, GR pp *licancyet*) = *LIS^SAÑSIAñ,-iñ,-o* : *lis^sañsiet* *deus ti E* (Ph<F3) & *torriñ gopr* (*ub* – W<Heneu / *dic 'hopra* débaucher & *fam' reiñ e sac'h da ub / skoet 'mêz* Go<KC)

LICENCIEUX,-SE,-MENT (16° < lat. ; GR *direyz, direolyet*) *DIROLL* (& cf. Ph-T *dibrenn*)

« **LICEÛ / LINCEÛ** » (gallo : drap - comme en breton - var.) > *LINSEL...*

LICH- (Lichfield NL GB < celt. *Leto-cetum Grey-wood* – D 168) =

LICHE (gallo / arg. Chon *lich & lichkola*) *LICH* m.-où

LICHÉE (arg. Chon Ki < BTP / vb) *charinkadenn* f.-où

LICHEN (14° < lat.-gr *λεϊχήν* lèpre, dartre qui lèche vb *λεϊχγειν* – algue *Chondrus crispus* syn. L *pioka* & Ti *bizin gwenn, jargot*) = *LIKEN* m.(-où) & coll.-enn, le ramasser *LIKENNA* vb 2 (Tu), (d'arbre) *BARV** (an *ozhac'h kozh*) m. & coll.-enn-où : *barvenn o'c'h kozh* (Plougras T<DG) & *barw^e ar gwez* (mousse jaune *KEVNI war ar vein* Ph /'kèõni/ / *kenvi, kinvi*, mousse verte au sol Ph *man / man kraou Nedeleg*)

LICHER (12° / lécher - frq & neerl *lekken / to lick* ; C. *lich-*) *LICHañ / LIPa'* (meur a vanne), (itér.) *LIPATA, LONKATA* (Prl > *lipetat, lonketat / chopinata & gwinardanta, lagouta, sistra* - Ph), (arg. Chon<BTP) *CHARINKa'*

LICHETTE (19° - dim.) *LICHENN(IG)* f.-où (Pll<PM & cf. T<JG *ur vrigoñsenn*)

LICHEUR,-SE (C. *lichezr* / arg. Chon<BTP) *CHARINKER / LICHER* m.-ien f.1

LICHOU,-SE (gallo / Helias & bretonnisme HL) *LICHOUS, LIPOUS* (& cf. NF (Le) *Lichou / lichou & lijou* Ph lessive KL < *lisiv-* – cf. ALBB)

LICHOUSERIE (Helias Cheval d'Orgueil 401, HL<OF bretonnisme) *LIPOUSIRI* f. (& sens coll.)

LICIER, LISSIER (var. 17°) *BROEDER,-our* m.-ion f.1 (*br^eed* Pll usu¹ aiguille à tricot & vb)

LICITATION (16° < lat. - n.vb.) *gwerzhiñ a-bezh / (al) lis^sitañ*

LICITE,-MENT (14° < lat. - licet / linquere vb laisser ; C. *licit*, GR *permetet* & *حلال* *halal* *halal* / *حرم* *harem* & cf. *KOÑJE^Z - d'ober*) = *AOTREET*

LICITER (16° < lat.) *gwerzhiñ a-bezh / lis^sitiñ*

« **LICOIS,-E** » (roman ou anc. frq / C. *Lic* 'lay, laicus' – Brech Wu<Drean sournois *lik(r)oezenn* & hypocrite E < Mur) *LIKOUES* ad. & m.-ed f.-enn-ed

LICOL (var.) > *LICOU*

LICORNE (14° < *alicorno* it. < uni\cornis lat. - *unicorn* angl. & gall *unicorn*, basq calq. *adarbakoitz* ; C. *Licorn* = GR & *ligorn* 'animal d'Ethiopie' pl. *ligern*) *LIKORN* m.-ed & (un) *daoulagad likorn* (T<JG yeux torves & conte Luzel 19° *aerlin* / tr *Tintin* < DK - anglicisme) *Kevrin an Unkorneg*

LICOU (17° *licol* < lie col vb lier ; C. *Cabeftr* cheueftre & frein, GR *licou cabestr, pennvestr* : *rei cabestr & lesel cabestr g'e varc'h & var e vouë gad ub / besqenna ur marc'h & VBF<PT p. 135*) *KABESTR* m.-où, *kabecheù, kebestr* (& coll.-enn-où attache de licou / Go<KC *kabestenn licol*) : *kabestr ar jao*, (cuir sans mors) *TIKER / LIKER* m.-où, (*loc'*) *IKOL* m.-ioù, (appr^t T<JG) *ROLL* m. : *kollet e roll & pennfestr / pznvestr* (partie qui ceint la tête) m.-où (mors *gwestenn & gweskenn / gwask & vb gweskel...*)

LICTEUR (14° < *lictor* - lat.) = (m.-ed f.1)

LIDAN (NL Manche : marais Lidan & gaul.-celt. *litanos* : large *LEDAN* & NL plage du Lédano Plounez - estuaire élargi du Trieux Go-Tu / lindon lac *LENN* & NL *lenn Gwerledan, lenn Brennilis* - *Edf* - & an *Uhelgoad...*) =

LIDAR (20° acronyme angl.) =

LIDER (Castro – Cuba : *el lider maximo* etc. / 19° *pen(n)sturier*) > *LEADER*

LIDO (it. NL Venise - île < banc de sable et plage qui protège la lagune de Venise & catal. Roussillon : bande de terre en arrière du littoral, le Lido du Nil etc. - Littré / gaul.-celt. late : *Arelate* > Arles, Arlet & gl V 5° an(am) Acc. : *paludem* NL *Palud* & NF / *Palue, Palus* var. < lat. &

groa - var. Groae Groix - cordon littoral reliant îles etc. / treug & var. Ki & Li "truk") = war al lido ('kostez Argeles & Barcarès)

LIE (1 - 12°/6° lias – gaul.-celt. liga / lica, licca : pierre = irl *lia* /l'iə/ stone - pl. *liga* / lig Gen.pl. & v-br NL, v-irl *lige* repos & NL Lec'h / (méga)lithé - ie leg- : pose, lieu PYL 196 / gaul.-celt. rate & irl *rath* ; v-br *le* / *leh* dépôt, C. *Ly guyn*, GR *ly guïn*, *ly byer*, *carg^uet a ly* & *ar goumun*, *un den eus ar racailh*) **LI** m.-où : jusqu'à la lie (*evet*) *beteg al li* (trad. Ph / *a-stag-penn*) & (pl.) *liou* (Go<RK *foer ar jistr* / *liv* /li:v\f/ Go - Go<KC *jistr tennet diwar e liv* / *LIV** & Koad-liou° T) ; (dépôt) **LEC'HI** m. (var. **LEC'HID** coll.-enn : hercier T<JG), (de cidre) **KAOC'H JISTR** m. (Ku HN<RKB), **FOER SISTR** m. (Wu<Drean & *foursistr* / *fouer*-), (dépôts du cidre granuleux **RAZ** pl.-ien) **RAZIEN** > *rajen* (Ti & *rajin* TK<MxM), & (mère Ph) *gwele ar jiStr* (Prl & *dilav(enn)* / *dilóa* Ph, *goueled* / *gouelezenn*, *gwele*, *koc'hion*, *tevion* & (*laezh*) *livrizh* lait bourru - doux) ; la lie de la terre *li an douar*, *fallan tud zo war an douar* (Berthou c 1900 & *gwashañ zo war ar bed* Ph / *livastred* & *chas ar vourc'h*, *chas kêr* / *bleizi Koad Freo*) ; (couleur) lie de vin **RUZ-MOUK**

LIE (2 - NL & Lies < fr-prov « glèze » < gaul. glisa(margo) glaise / marne & maërl etc., & glaise, gloise / lise - Normandie / s'enliser - *lis^e*) =

LIÉ,-E (1 - Mat.<JM & Mus. ; GR *stag* / pp) **LIAMMET**

LIÉ (2 - NR 22 & Ploëuc-sur-Lié 132° Plohozec < NP Hodoc / Plouëc, Plouézec - hed- v-br & cf. NR Léguer & le Guer T *al Leger*, / *ar Ger*, le Légué 22 *al leie* - J.Conan & Ligér-ien / liga gaul.-celt. 8° / 10° lias vini bas lat. - Littré / C. *Ly guyn*) = (*al*) *Lie*, *S ter Lie*

LIÉD (19° all. / v-irl *laid* lai LF & 13° Marie de F.) = *ul lied* (*alamanteg*)

LIÈGE (1 - 11° < lat. / levis & legvis / léger & cf. / *lijer*, *lejer* W ; GR *lech*, *lich* / *spouë* W : *pantouflou lech*, *botou lech*, *lich-et*) **LECH** / **LEJ**, (var. - Mar. Ki) **LICH** / **LIJ** coll.-enn-ou : *ur stouv lech*, *ul lijenn goad* (flotteur Douarn.<PD & *lijennou* Big. / *lechoù* T), (liège à filets) **SKORCH** coll.(-enn-ou / *tammou skolch* - Big.) ; (Bot. / mousse Ph *man* & *keoni*) **SPOUE** coll. (Go & Go<KC liège > *spo'* & liège de pêche *blod*)

LIÈGE (2 - NL Belg. – neerl. *Luik* < *leudi* : leudes = gens – Rob. NP) = *kêr Liej*

LIÉGEOIS,-E (13°) *tud Liej*, & *Liejiz** : *kafe Liejis^e*

LIÉGER (GR *licha rouejou*, *botou lech(et)*, *lichet*) = **LECHañ**, **LICHañ** (*rouejou*) & (filets) liégés (pp - *rouejou*, *rouidi*) **SKORCHET**

LIEN (12° / leien < ligamen lat. - ie / vb ligare & gallo lian ; gaul.-celt. / chaîne sino- NP Sinomari, v-irl *sín* / *síon* /s'i:n/ *weather* = *hin* gall & *hinon* NL Laninon ; v-br-gall -re - ie *re- / rex, regire, C. *ere*, GR *ere* / *ary*, *lyamm* & *qevre* : saint Pierre aux liens *S.Pezr an ereou* – VBF<PT p. 80 & 135) **ERE** (W *ari* < *aere*) m.-où (sens divers) : *degas din un ere 'ta*, *ereoù ar garantez*, (pour fagot, gerbe, fig. ligue) **KEVRE** m.-où : *ober a raed kevreoù* (Pll<PM > *kerviou plous* / *eur 'herve lost kog* Go<KC & *kerveur* / *kerveou*), **LIAMM** m.-où (Prl > *'iammou* & au cou d'une bête *gouliamm* m.-où), (pour sac & fig. > lien logique) **POELL** m.-où : *poell ar sac'h* (Dp), *stagañ ar poell*, (L<Mar. GR) **AMARR** m.-où, **SERR** m.-où (Ph > *ur jerr* / *ur strob liasse*) & liens (Inform.) *liammou* / *ereoù* (& *arioù* – W<MM / ربطة *rebta* & رباط *Rabat*, pp ربطة *marbuța* lié > marabout)

LIÉOUX (NL 31 < Leuca f. - gaul. leuco- brillant) =

LIEMENT (anc^t - var. W *ariereh*) *aererezh* m.-ioù

LIENTERIE (GR *fluçz-coff-bihan*) =

LIER (10° < ligare lat. & gr λυγίζειν *lier* / λύγος osier - ie sanskr. vb ling fléchir ; gaul.-celt. di\ligentir passif – Larzac / de\ligo lat. PYL, v-br -re - ie, C. *eren* = Ph & m-br *lyamaff*, GR *eren* / *ereiff* & *erëet*, *lyamma* : JC a donné à son église le pouvoir de lier et de délier *hon salver en deveus roet d'e ilis ar galloud da eren ha da dieren he bugale*) **EREn** / (**A**)**EREiñ** (W *ariein*) pp **EREET** (tous sens Ph & *di(z)eren*, *di(z)ereet*) : ceux qui liaient et déliaient (la paille en moissonnant) *ar re a veze 'c'h eren ha 'tieren* (Pll / *plouz en ur vedi°*), il avait les mains liées *ereet oa e zaouarn*, (relier, liquer) **KEVREañ,-iñ**, (syn.) **LIAMMañ,-iñ** : *n'int ket liammet tamm ebet*, *liammet he daouarn*, (en embrouillant) **LUZiañ** (Go<KC *luañ*), (& lier logiquement) **POELLat*, -iñ**, (Mar.) **AMARRañ,-iñ** (& *stobañ* ligoter, lier magiq^t) ; (en collant & attacher) **STAGAñ,-iñ** (*asambles*) ; (pâte) **DISTRESañ** : *distreset ma zoazenn* (T<JG pâte à crêpes) ; lier amitié *mignonñ* (& *kamaradiañ* / *en em dommet outi*) ; lier conversation *toullañ kaoz*, & *mond e kaoz g'ub* (T<JG) & je ne suis pas lié à ça ! *me*

n'on ket gant se !

LIERNE (16° Archi. < « lienne » - var. E-Wi & cf. VBF<PT p. 80/135 *pennere = ur*) 'iamm m-ou
LIERRE (14° l'ierre & 11° iedre / edre 10° < hederat. & vb (pre)hendere / s'attachant - Littré &
cf. لبلاب *libilab* ; gaul.-celt. & pseudo-Apulée bolusseron / beloce, blosse *bolos / polos* & pseudo-
Dioscoride < Dottin *subitis v-irl sub* > *sú* : (*rasp- / straw-*)*berry*, gall *syfi* : *sivi* – gouez fraise
sauvages ; gaul.-celt. silo- / v-br-gall *hil* - ie sem- : semence & *seed, to sew* / gall *eiddew*,
(*eidd*)*iorwg* : *ivy / ground ivy & eidral* : *ijar* lierre terrestre, v-irl *eidenn* > *eidhneán* /ain'a:n/ : *ivy* &
corn *idhio* ; v-br *etiar / elilub*, C. *ilyeauenn* 'lyerre', GR *ilyau, ilyo / delyau-rid* W / Bod-ilyo & var.,
Coad-ilyo & Coatillau, Goaz-ilyo & Barrilio *barr ilyo* / lierre terrestre *yzar & ilyo-douar, ilyavecg*)
*ILIAV** / *ILIO* (T) coll.-enn, (sing.) *iliaouenn* : *ur bod ilio* (Bodiliau & NL Bodilio manoir - Bulat)
& lieu à lierre *iliaveg* f.-où (*iliavegou*), mettre les vaches sur le lierre *iliavi° ar zaout* (Are<HH) /
(var. Ph - syn. - H)*IL* m. : *an dra-se zo il* /i:l/ Pll (en le désignant) & *re 'il zo* (Ph trop de lierre ! &
TK<RKB *an ilio n'eo ket aes da faoutañ & an il - memes den* / Locarn, Plourac'h<DG *hil* /hi:l/,
Mael-Pestivien<DG *dil & deo* Plésidy E<DG /'deo/ / /djo:/ & /djaw/ E<GK / Go *ECHAF* m.
(Go<KC *echaff / broust & eijar* > *IJAR* Ph lierre terrestre) ; (syn. Pll<PM Fréau sous-bois : végét.)
FOUILH(EZ) & fouilher(et) wa'n douar (comme du lierre courant au sol) / *FOULIAR* coll.-enn
(W<Ern. / lierre terrestre pl.) *DELIOU-RED* (& Prl « *déhia.l* »), (cf. Cad.Pll Broust-ou, Broucoat -
brouss(aill)es *BROUST* Ph / var. W) *BRUST* coll. ; lierre terrestre *ilio douar* (glécheme (*n*)*ijar* Ph &
var. / v-br Leyden 8-10° *etiar*, & *louzaouenn ar c'hatar, louzaouenn sant Yann*)

LIESSE (13° < *lætitia* lat. : joie - ie / gaul.-celt. *lauenos* ; GR *levenez / lid an ilis* : Notre-Dame de
Liesse *an intron Varya a joa / a lyd* – gaul.-celt. litu- : Litumari - *lid meur*, v-irl *lith*, v-br-gall *lit-*
fête & laouenos / NF *Levenez & NL Kerlevenez* Go & div. > prén. / W *Leuiné & Brélévénez* -
Lannion *Berlawene' - Lannuon / Merlevénez W Berleuiné*) *LEVENEZ* f.-ioù

« **LIETTE** » (gallo - lien en osier & gaul.-celt. uitu- D.) *gwedenn(ig) / liet(enn)* f.-où

LIEU (1 - 10° / locus lat. > Loc - vocalisme ? – ie / gaul.-celt. leg- : *legasit* (l'a) déposé & celt. ibère
Acc. *LOKAN* /logan/ lieu de sépulture, v-irl *lige* : (*gwe*)*le*, v-br *le, legh*, C. *lech* 'lieu, locus' : lieu
obscur *lech teuol*, GR *lec'h / leac'h-you* : *e nep leac'h / nep tu, lec'h e-bed lec'h-ma-lec'h*, & de
là *a leçze / a leçzont*, lieu bas fertile *dol*, lieu principal *penn-lec'h*, donner lieu *rei leac'h d'en em*
glemm & NL Lo-crist, Loc-maria etc. - cf. ALBB n° 424 nulle part / nul lieu) *LEC'H* m.-ioù,
(certains lieux) *LEC'HIENNOU* pl. (cf. *LE* Are-Ph-Ti *p'le ? = pelec'h* – ALBB n° 423, NALBB n°
14 & *alemañ, ales'e, ale(s)hont* - Ph / *e-lec'h, neblec'h (ebet)* : *LE* m.-où / etym. (*gwe*)*leou* - lits) :
lec'h pe lec'h, ma vihe bet lec'h (plas, & digarez), ul lec'h eo evito, il n'y a pas lieu de s'étonner
n'eus ket lec'h da ve' souezhet (Ph), lieu géométrique *lec'h geometreg^e* (Mat.<JM), sur les lieux
war al lec'h / w'ar plas^s, Lieux Saints *Lec'hioù Santel* ; au lieu de *E-LEC'H* : *e-lec'h c'hoari, e-lec'h*
egile / le ma ta dour (Ku) ; au lieu (que - moi je ne puis...) *E-KICHEN* : *e-kichen me n'hallan ket*
(Ph / Ti *da gichen me... / te a oar & e-lec'h me a lar* Ph) & en lieu et place (de) *e lec'h hag e plas*
(ud – Ph) & en lieu de (anc^t & T) *en lec'h* & au lieu de la situation ancienne *ba tal 'veze 'n amzer*
gozh (Prl) ; en temps et en lieu (GR) *e kentel / e kouls hag e kentel, en koulz vad & e poent / kozh*
poent & pas'e poent ! - L ; avoir lieu (C. *hoaruout / bezet* 'avenir') *BEZañ* : *n'eo bet c'hoazh &*
nevez bet / vet (mut. T<JG) & *c'hoarvezet dec'h* (Ph), tenir lieu *ober evid ub, ud / ober e-lec'h*
(ub) ; en dernier lieu *er penn diwezhañ*, en premier lieu *er penn kentañ & da gentañ penn / da*
zigento (di\|a\|gent\|añ) ; haut lieu (breton) *lec'h meur (e Breizh)*, en haut lieu *g'ar pennoù bras* ;
dans les lieux publics *e-mesk an dud / 'tousesk an dud* ; lieu bas *gwerlerc'h* m. /-enn f.-où (NL
Cad.Pll ar Verlec'henn vras & Guerlac'h – cf. Forlac'h Lannion *foarlec'h, marc'hallec'h /*
Marc'hallac'h NL / Dol-ou...) ; lieu commun *komz voutin / kaozioù treut, toull* f.-où *boutin* ; lieux
d'aisance *lec'h distro / korn kled* (Ph), lieu de pêche *pesketa(d)enn* (Trieux<F3) ; lieu-dit, & lieudit
kêriadenn f.-où / *KÉR* f.-ioù (cf. NL rue Penker Guingamp, Plestin, Plouha *pennkêr, pennkêr(iad)*)
LIEU (2 - 16° < scand. / v-br *limn* souple, m-br *leffn*, GR *levneg, leonecq* K & *louanecq*)
LEVNEG / LEONEG (& *lebneg* Go) m.-ed : banc de lieux *ur voudenn levneged*, pêcher le lieu
LEVNEGETA (T<JG), (lieu jaune - colin) *LIBOUR* m.-ed, *pesk(ed) beleien* (Plz<GG prêtres) m.-ed,
(jeune l.) *MALAOUENN* f.-où (NL Trez-malouen Porzay - *maloinoc* v-br LF 251), lieu noir >
levneg du & (goberge Can.) *gouleg* m.-ed ; (petit - surn.) *STAOTER* m.-ien / *ruég (ruzig - Go<KC)*

LIEUCHE (NL 06 *Leuca* f. - gaul.-celt. - ie - leuco- : brillant) =

LIEUDIT > LIEU-DIT

LIEUE (1 - 11° *leuca* lat. < *leuca* gaul.-celt. > *leuga*, λήυγα *galate* & *leuvas* 3° PYL 196 – irl *léig(e)* /l'e:g/ *league* angl. / *tair milltir* gall & *legua* esp. / portug. & catal.-oc *leg(u)a* ; C. *Leau* & NL Coatléau / Kerléau NF, GR *lev* : *leo*, *leü*, *lew* & une grande lieue, disons *ul leau gaër / vras, leret*, je le voudrais à cent lieues d'ici *m'er c'harré cant léau diouzon* – cf. ساعة *sa'a* 1h de marche > fissa ! - dans l'heure) *LEV** / *LEO°* / *LEW°* (contenu) *LEVIAD* f.-ioù : *eizh lew war dreid oa ar gont* (Pll<PM / *foar an Nec'h e Montroulez* - Li<YR *Ruskumunog, seiz leo ijeloc'h evit an ivarn & Lokern seiz leo° en tu all d'an ivern* T<JG & Ph<JLR *Klétern, seizh lew...* & vb 2 *leviata - Y.Floc'h*), la Lieue de grève *al Leo°-dréz* (T<JG / *Lev-draezh** & *Kroaz an Hanter Leo* croix située à Mi-lieue – *Lomikael-Plistin & Pentrez*) ; à cent lieues de là (fig. / Ph) *mil bell ac'hano* ; avaler des lieues *ober lev**, *leviata* (Ph & Y.Floc'h *leoiata dre Vreiz-izel*, en route & excl. - usu^t Ph *ba lew !*), bottes de sept lieues *botoù dillo* (& cf. *kardlev* - quart de lieue = km)

LIEUE (2 - NR / Escault < *Leua* f. gaul. *leuo-* : lisse / *levn...*) =

LIEUR,-SE (14°/19° ; C. *ereer da coat* de fagot) *EREER,-OUR* (var. W *ariour*), *LIAMMER,-OUR* m.-ion f.1 : *LIAMMEREZ* (Agric. Scaer = *lieuzoù* - Wi<PYK), (& retenue div.) *POELLER* m.-ion (& outil - f.1 : *botellerez, endrammerez / lieuzenn* - Go<KC)

LIEUTENANCE (14° < lieu & vb tenir ; GR *letanançz* / Laouenan c 1830) *leutanañs* f.-où

LIEUTENANT,-E (13° < lieu tenant - part.prés. > angl. 2 prononc. & gall *lifftenant, is-gapten* : *lieutenant*, irl > *leifteanant*, basq.-esp *teniente* ; *أيتها الملازم 'ayatuha almulazim* ; GR *letanant-ed general*) *LETANANT* (& *lutanant* – var. trad. Ph) m.-ed f.1 ; lieutenant de vaisseau *letanant a vor* ; lieutenant-colonel *letanant-koronal*

LIEUVIN (NL pays de Lizieux / gaul. *Lexouii* - D.) =

LIÈVRE (12° 'levre' < *leporem* lat. - Acc. / *lepus* – basq *erbi* / أريبة *'arnaba* ; gall *ysgyfarnog* : *skouarneg* surn. NF & irl *míol buí* : *mil melen / giorria* ; ALBB n° 201-3 : 3,4 lièvres *gad, gedon* – tous points ; C. *Gat* & GR *gad-on, g^uedon* : *pastezyou gad*, NF *Gad* & *Gadonna*, NL *Are Roz* ar c'had, *Poul gat* - Cad.Pll / NF *Bléogat & Gad*) *GAD* f. (m. *tad-gad /gat/ Ph*) pl. *gedon*, f.-où (W) : *ar c'had kostez ar c'hleuz* ; couru deux lièvres à la fois *redet diw^e c'had / la'het div* c'had g' un tenn* (tratarinade), lever un lièvre *reiñ avel d'ar c'had*, il a dormi en lièvre *kousket e zaoulagad digor* (GR & *evel ur c'had > or hrat* - /R/ - Prl), (arg. Tun. 19°<NK – surn.) *Izabel & Katerin / Kato(ù)* ; bec-de-lièvre (*ub*) *boulc'h* - NF *Le Boulc'h - beg darn, beg gad*

LIFE (frangl. - gall *buchedd / bywyd*, irl *beatha / beo* - ie, basq *bizi*) : c'est ça la 'life' (rap *Damsó sed ahe ar 'vuchedd'*, j'déboule dans ta 'life' (rap *Mister V / NF Buhé ha me 'barzh da 'vuche^{dd}*

LIFFIAC (NL 22 Plélo < *Lis Fiac(r)*) NP irl. & v-br *lis / les*) = *Li(s)fiak*

LIFFRÉ (NL 35 < NP germ. *Liutfred* - Littré – *Oab* > F3) *Liverieg*

LIFT (20° angl. Tennis – irl *ardú / ard*, gall = *liffi*) = *ur lift* (m.-où)

LIFTER (20° angl. / peau – gall *codi*, irl *ardaigh /a:rdi:/ (to) raise*) = *liftet* (pp)

LIFTIER,-E (franglais : garçon d'ascenseur, anc^t groom – gall *gwas*) = *gwas-ien* (*saverez**)

LIFTING (20° < angl. & *face-lifting*) > LIFT

LIGA (NP it. < lat. / *ligamen liamm*) > LIGUE

LIGAMENT (14° < lat. ; GR > lien *lyamm-ou*) *BOURLASK coll.-enn* : *troc'het oa ar vourlaskenn* (Med. < Ph & *koubl brec'h / koulb-où gar* articulations, (*kig-*) *sach* tendons & *gwedenn hart*)

LIGAMENTAIRE (20° Med.) *BOURLASK(ENN)*

LIGAMENTEUX,-SE (16°) *BOURLASKENNET*

LIGATURE (15° < lat. / anc^t *liüre* ; C. & GR *ereadur* de quoi faire des liens) *EReadur* m.-ioù ; (une ligature) *STAGELL* f.-où (& coll.-enn-où *filet de la langue / distagellet*)

LIGATURER (19°) *STAGELLAñ,-iñ (an teod)*, (fil) *TROIGELLad^e* (T-Go<FP)

LIGE (11° < germ. Féod. > *laetus, lacticus* dim. – C. & m-br *lig*) = *lij* ad. & m.-ed (gaul.-celt. *uassos* > *vassal, vavasseur* etc. / br-gall *gwas*) : Hommes liges... (Keineg) *Tud lij (kleuzioù teid)*

LIGÉRIEN,-NE (cf. Loire NR (*Ster*) *Liger*) *Ligerian* ad. m.-ed f.1

LIGHT (20° frangl. : léger – gall *ysgafn* = *skañv* & v-br-gall *scam / light* lumière gall *golau* : *golou, goulou / Lug* NP & *lighthouse* - irl *teach solais* : 'ti *goulou' / tour-tan*) = *prenet Coca-light*

LIGIE (19° < lat. Sc.) *HOC'H(IG)-AOD* m.-ed (dim.-ig-ed), *G(W)REC'HELL* coll.-enn (& *laoukerreg*, *laou-mor* AGB n° 129 - var. & syn. & cf. C. *Gruech* 'cyron')

LIGNAGE (11° < ligne - linea ; C. *lignag* / eng^hehentaff engendrer, GR *lignaich*) *LIGNAJ* m.-où /-achou (& *nested vad* - Ph – gaul.-celt. Banassac 2° - nessamon : au prochain)

LIGNAGER,-ÈRE (GR de même lignage *lignager*, *lignajour-yon* f.1) *lignajer,-our* m.-(-er)ion f.1

LIGNARD (19° Milit. / ligne & *primea linea* - it. / lat.) *PAOTR AL LINENN* m.-ed

LIGNE (12° < linea lat. : corde de lin – ie *lin* ; C. *linenn an penn*, *linenn maçzon pe caluez*, GR *linenn eün* & *lignenn-ou* / *tad-you*, pêcher à la ligne *hyg^henna pesqed*) *LINENN* f.-où (tous sens) : *skriv linennoù*, *al linenn hent-houarn* (Ph/Prl *linenn houarn*), *linenn an teirgwernioù*, *linenn ar pesketaer*, (Mat.<JM) ligne de niveau *linenn-live*, (contenu & alignement) *LINENNAD* f.-où : *peder linennad gwez pin* (& Ph-T *regenn(ad)* rayon, *steud(enn)* file) ; ligne du courant (où plus fort Li<YR / gaul.-celt.) *LIMENN-VARE* m.-où-mare / *divare* & *dizvare* ; ligne de fond (pêche) *ANTELL* (W *andell* & cf. NL) f.-où, (à gros hameçons) *BAC'HOÛ* pl. (vb *bac'haouiñ*, *kailhaouiñ*), lignes (de pêche - palangres) *KERDEN* pl. : *boueta kerdenn* (T<JG), ligne de traîne appâtée *STRONKENN* f.-où (vb *stronkenniñ*) & 1° ligne *el linenn gentañ*, sur la ligne de feu *war al linenn dan* (v-br *baranres* ligne d'attaque) ; en ligne de compte *e penn-kont*, se trouver en ligne (avec q^{un}) *e-skwer g'ar re all* (T<JG) ; garder la ligne *chom kastiz* (& *moan*)

LIGNÉE (12° < ligne & suff. ; gaul.-celt. genos - ie >-gnos NP / NF v-br -ien : Derrien, Merrien & Bilien, Birrien etc. /-ien v-br ; C. *lignez*, GR *lignez* & *gouënn* : *evit cahout lignez*) *LIGNEZ* f.-où : *tud da lignez*, *Erwanig a Ligne* (trad. T & Luzel 19° / *gouenn* race, *hil* progéniture)

LIGNER (16°) *LINENNañ,-iñ* (& pêcher à la traîne Douarn. Ki<PD) : *paper linennet*

LIGNEUL (13° < lat. – dim. ; C. *ligneleenn*, GR *lignoleenn* / *ligneleenn* : il tire le ligneul – cordonnier *saicha a ra var al lignol*) *lignol* / *lignel* coll.-enn-où (*kere-our...*)

LIGNEUR (Mar. 20° : pêcheur sur lignes / fileyeur - vb *linenna*° L – GR autre sens) *LINENNER* m.-ien (f.1)

LIGNEUX,-SE (16° < lat. / linea ; gaul.-celt. *caiton* /ceto- & NL gall *coed*) *KOADESK* - var. (fruits - pommes *avalaou* / *koatès* Go<KC & *reut*) / *KOUDASK* (sauvage W / *kelfen* NL Rosquerven - E & Ph *kelf* / *Penn ar helf du*)

LIGNICOLE (19° < lignum : bois NF Coadour / Coadic, Couëdic & Coat) *KOADOUR*

LIGNIER (Anjou : lieu à bois < lignum lat.) *KEUNEUDEG* f.-i,-où (& cf. Pll *pô* / *paou*)

LIGNIFICATION (19° n.vb. - ar c'h) *KOADENNIÑ* / *KOADESK* (m.)

LIGNIFIÉ,-E (pp) *KOADENNET* / *KOADESKET* (T-Go)

LIGNIFIER (17° < lat.) *KOADENNiñ* / *KOADESKañ*

LIGNINE (19° < lat. / NF Quelven, Rosquerven NL / *Kelf*) *KELFEN* m. : *abalamour d'ar c'helfen*

LIGNITE (18° < lat. – gall *lignid*) = *lignit* m. (& coll.)

LIGNOL (NL Prl « Nigno:l » 'n *Ignol* / *nijno:l* / W & NF Lignol) *AN IGNOL*

LIGNOLET (Région. : décoration / faïtières - titre JFS *Tiez*) *KRIB(ENN)* f.-où : *kribennoù toennoù* (Mur / *leinoù* (*ruz*) Ph tuiles faïtières)

LIGNY (NL Angers) > LIGNIER

LIGOT (gascon - oc < lat. – Lar. / T<JG *alumetez sklos* grosses allumettes de soufre - dites fam^t *Yann ar Sklos*) *SKLOS* coll.-enn-où

LIGOTAGE (19°) *STROBEREZH* m.-ioù (& *liammaj* m.-où /-achou)

LIGOTER (19° arg. < prov.-oc < lat.) *STROBañ,-iñ* (tous sens) : les pieds ligotés *strobet e dreid* (KL / Li<YR *strobet al leu(e) bihan e-barz ar c'harr* / W<Heneu *ariet* : *ereet* & Prl *hōdet* : *haodet*)

LIGUE (13° < *liga* it. < lat. ; v-br *com-* & *re-* LF – ie / C. *queffret* ; GR *allyançz*, *unvanyez*) *KEVREAD* m.-où (& *kevredad* fédération < *kev\red*) / *KEVRE* m.-où (lien à gerbes - GR & Ph) : la Ligue celt.ique (gaél. *Conradh na Gaeilge*) ar *C'hevre Keltiek* / Ligue (foot.) *koup /b/ al Lig (I)*

LIGUER (16° /18° = [h]em *ligomb eta c'hoareset* - Kerenveyer 224 & se l.) *KEVREañ,-iñ* / *LIG-*

LIGUEUR,-SE (16°) *KEVREER,-OUR* m.-(-er)ion f.1 & Les Ligueurs (16°) ar *Re Unanet* pl. (& *Barzaz Breiz* 19° ar *Re Unadet*)

LIGULE (16° < li(n)gula lat. / lingua – gall *tafod* : *teod*) *TEODENNIG* f.-où (& *flibennig*)

LIGULÉ,-E (18° Bot.) *TEODENNET*, & *flibennet*

LIGURE (19 < it. / Λιγυρες < liga) *Ligur* ad. m.-ed f.1 : *al Ligured*, (lang.) *ligureg* m. /-ek* (ad.)

LIGURIEN,-NE (lat. Ligures & gr Λιγυρες < liga ? marais / ie) *ligurian* ad. (& m.-ed f.1)

LILAS (14° < esp-port. < ليلاك *lilâk* arabo-persan – gall > *lelog* & irl *líológ*, basq *amatxi-lili* ; GR *lireu* : *bocqedou lireu*, *coad lireu*) = *lireu* m. / coll. & le pointeur des Lilas (NL) *poenter al Lila*

LILIACÉES (17° < lilium bas lat.) *lilienned* (pl.)

LILIAL,-AUX,-E (15° < lilium : lis – gall *lili'r maes* : *lily of the valley*, irl *lile* /l'il'ə/) *lili(enn)*

LILLE (NL < l'île - Insula / deux riv. Ph *an Enes* / *kanal* & *Ster Goz* ! neerl - id. *Rijsel* /rajsəl/) =

LILLEBONNE (NL 74, 76 < Julio-bona gaul. bona : fondation – ville D 71, v-br-gall-irl *bun-*) =

LILLIPUTIEN,-NE (18° < *Gulliver's Travels* Swift Irl. 18°) = *lilliputian*, (usu^l L) *BIHAN-SOT* (& cf. K *bitig*, *bitous*)

LILLOIS,-E (ad. & m. - *unan*) *eus Lille* / *Rijsel* (flam.)

LIMACE (16° < limax,-acis lat. & gr λείμαξ, / λειμών, lieu humide & limon, *slimak* polon. - ie – gall *malwodenn* ; C. *melc'huedenn* 'limas, limax', GR *melc'huëden venn* / *crog^uennecq* & *melc'hued du*, *melfed melen* vb *melc'hota* / *melfeta*, de mer *bigornen* & *melfed mor* – NALBB n° 237-8/40 escargots – Li<YR *melfed* petites limaces / loches) *MELC'HWED* / *MELVED*, *MELFED* coll.-enn : *melc'hwed gwenn*, *melfed ruz* (Go), (surn. Ph / grosse loche) *BUOC'H LARD* f. *biou lard*, limaces rouges (Ph & T<JG) *BIOU RU(Z)* / *gwenn*, (surn.) *BIGORN* m.-où (Ku) ; détruire les limaces *DIVELC'HWEDIñ* (T<JG) / (liquette : chemise < gaul.-celt. *camisia* / *hemis* v-br-gall tunique & (*guo*)*crisiou*) *KREZENN* f.-où

LIMAÇON (12° & colimaçon : escargot - NALBB n° 127) *BO(U)C'H-MELC'HWED* m.-ed, (surn.) *LIKOCHE* m.-ed, (fam^l enf.) *BLÉJ* m.-où (rimes / *maligorn* colimaçon) ; escalier en limaçon *BINÑ* f.-où (& Ku > *gwiñsoù* / *miñsoù*) ; (Mat.<JM) le limaçon de Pascal (NP) *maligorn Pascal*

LIMAGE (16°) *LIVNEREZH* / *LIMN-* (& var.) m.-ioù

LIMAGNE (NL Creuse & Auvergne < gaul. limo- / lieu humide > LIMON) =

LIMAILLE (13° < lime ; GR *livnadur*, *limadur*) *LIVNADUR* / *LIMADUR*, (var.) *LIMUR* m.-ioù, (parf.) *BLEUD LIVN* m. (& cf. Prl v<brè'limadur)

LIMAN (19° < russe : estuaire, lagune Mer Noire / gr médiveal < λειμών : lieu humide / limon) =

LIMANDE (13° < lime – gaul. [lim]anta & cf. lemo / limon - Rob., PYL 197 ; GR *limandtenn* & *livenn-ou* / *aynès* – pièce de bois < Y.Gow - poisson) *LIMANTENN* / *LIMANDENN* (Icht. AGB n° 300 L-T & Kp / syn. Sein *leidenn* & *juluenn Ki* / 1pt *penn-bihan*, Groix Wi *jelinenn* & *flutanenn*) *ainez* f.-ed, *jelinenn* f.-ed & *tarzhenn skanteg* /-ek* f.1 ; limande-sole (Icht. AGB n° 249 Pgt tako loch, Douarn. Ki *loullig*, Big. Ki *lochenn venn* & *mourlogodenn*) *CHIDRONIG* m.-ed (& sole Ki *leizenn-ed*), *MORLOGOD* coll.-enn ; (pièce Techn.) *ESTELL* coll. - pl. / *astell* (& *lis^senn*, *loc'henn*)

LIMANTON (NL 58 – gaul. limo- / lemo- : orme - cf. Lemovices > Limoges etc.) =

LIMAS (1 - GR) > LIMACE

LIMAS (2 - NL Rhône < gaul. / lim- & limon etc. / Limagne) =

LIMBE (15° < limbus lat. : bord, frange - de lenfer ; gaul.-celt. cantos : chant & rebord / canon, Cantal, v-br-gall *cant*) *KANT* m.-où : *al loar en he c'hant* & limbes (relig. : C. *limou*, GR *lymbou*) = *al Limboù* (Past.Pll 18° - relig. / basq > *linboak* & irl *liombó* : *limbo*)

LIME (1 - 12° < lima lat. / lamina - oblique - dents de lime ; C. *liff*, GR *lifn*, *livn*, *lim-ou douçz*, *fin* / *groçz*, lime sourde *lim hesqenn*, *syoul*) = *LIM(M)* / *LIVN* m.-où : *ur lim bennek* (Wi<PYK & *rañv râpe*) / *un direnn* (Big.<AG / *DIR* m. / coll.-enn-où : *tammou dir* NF Cordir, Taldir & var.)

LIME (2 & limette < prov. < ليمون *lîmûn* : citron – angl. & gall *lemwn* ; GR *limès*) *limez* coll.-enn

LIMEIL (NL 77, 91 Limeil – plateau / Brévannes - plaine) > LIME(U)IL

LIMER (12° < limare lat. ; C. *liffaff* = *limaff* limer, GR *lifna*, *livna*, *lima*) = *LIVNañ* / *LIMañ,-iñ* (& sex. Ph-Are<GG *LEMMo*) : *ne baouezen ket da limañ* (GG p. 75 & *mortesañ da vad* Pll<PM / *ki* & *kies* Ph<AT *lavigo*)

LIMERAY (NL 37 < gaul. lemo- etc. : orme) =

LIMERICK (NL irl. *Luimneach* < lom nu / terre & poème hum^l 5 l. a limerick > gall = *limrig* / *limerig-où* < M.K.) =

LIMERZEL (NL < *Lismerzer* - lis- / *Merzher* NL Tu & La Martyre - L) =

LIMES (NL Suis. < limes : limite lat. - routes frontalières puis forts & le Limes - romain) = *Limes*

LIMESTRE (Rabelais 16° balles de limestre / paquets de toiles de fine laine ; GR / ad.) *LIMETRA*

LIMETTE (arabo-persan ليمو *limû(n) / lîma*) > LIME (2)

LIMETZ (-Villez NL 78 < gaul. lim- > limon & Limagne etc.) =

LIME(U)IL (NL gaul. Lemo-ialon clairière d'ormes – D. / *evlec'h & eulac'h* K) =

LIMEUR,-SE (14° agentif) *LIVNER / LIMER* m.-ion f.1 (& Pll *lemmer, maen-lemmer /-lemmañ* = *maen-afl, maen-gorr, maen^higolenn* - syn. Ph) & un 'leumour' (baiseur bourrin - Languidic / *klomour* W<Drean noueur = *merc'hetaour*) *LEMMER / LEMMOUR* m.-(*er*)ion (f.1)

LIMEUX (NL Corrèze < gaul. lemo- : orme) =

LIMEY (NL 54 < gaul. limo- / lemo- : orme) =

LIMICOLE (19° < limus lat. : limon) *MORFIDENN* f.-ed (Go<AGB-JD), & *labous limous /* (appr^t) *lapous aod* m.-ed (AGB *pulloc'h, sourouc'han, turlut-ed & morvuzhukaer-ien* gravelots - petits limicoles T usu^t *LOGOD-MOR* coll.-enn-vor / *mourlogodenn* - Big. Ki<AGB limande-sole)

LIMIER (15° < line : laisse ; GR gros chien de chasse *lyamer* & Gon.<gall *milgi*) *liammer* m.-ien, (fig. : malin) *STAG : ur Stag* (W<GH / *ur prei'* - péjor^t Ph)

LIMINAIRE (16° < liminaris lat. / limes : seuil *treuzoù*) *diwar an treujoù*, propos liminaires > *kement ha deraou(iñ), & komañs kentañ* (m.)

LIMINAL,-AUX,-E (20° < angl. Psy.) *deraou* (déverbal / n. *DEROU*)

LIMITATIF,-VE,-MENT (15° ; v-br LF *ers*) *HARZ : listenn harz(ant)*

LIMITATION (14° < lat. / miles,-itis ; GR *terminidig^{ez}* & C. *termen* – n.vb. : an) *HERZEL / HARZ-* (*tizh & genel bugale* : limitation de vitesse, des naissances) & *terminidigezh* f.-ioù

LIMITE (14° < limem lat. / entre deux terrains & limus - oblique – gall *terfyn, ffin, pen*, irl *crioch, fóir* / gaul.-celt. autom Acc. = limes, finis lat. - ie / *end* & sanskr. – D. : Anto-broges & anto-ialon > NL Anteuil & limite territoriale / bétail ie *(p)eku D. : equoranda, cammino-randa > NL / *rann* C.Redon 9° / *Evrans* & habitation de parcelle en limite v-br *ti(g)ran* LF ; v-br *ers eb* & C. *hars*, GR *lez-enn / Les-*) *HARZ* m.-où /-eier (frontières & ad. : *harz / raz Trevereg* Go) : *lakat harz* (*war ud*), à la limite de le faire, d'y aller (Dp) *dre-harz ober / monet*, limites de pêche *harzoù pesketa*, (encontre / gaul.-celt. arepennis > arpent - irl *aircheann* / gall *erbyn-*) *ARBENN* m.-où (vb & *di(s)arbenn ar saout* Ph mettre des limites / obstacles), (terme - terminus) *TERMEN* m. -où, *SPEUR* m.-ioù /-enn-où / *speurell* cloisons), (en mer) *LIMANTENN* f.-où & *limandenn ar C'hard-du* (Douarn. Ki<PD / pêche) ; (C. *limitaff* & NL *al Limit* dep^t 22/29 & Penn-limit NL Go & 29 / 56 = Mat.<JM) *LIMIT* n.-où : *limit induktivel, projektivel, is^aañ / us^aañ*, (lisière) *LEZ / LEZENN* f.-où (cf. T & NL Lescléden, Lestréogan etc. / W bordure *bewenn, grizienn* & W<Heneu *a-zrebi(n)* depuis la limite) ; prix limite *pris^e-harz* (jalon *mein-harz* & NL *Menharz* Are) ; sans limites *diharz, 'nes harz* ; dépasser les limites *mont 'maez ar park* & limite ! *RAMP(L)IK* ! (& W<Heneu-GB *devizeu ramblus / ramp*) ; limite (jusque – Li<YR var.) *ZET(EK) : zetek pevar, zek Pors-Man* (cf. Ph / v-br *bicet* LF) *DA VEKE'* (*pelec'h ?*), *da vek'am'* !

LIMITÉ,-E (14° pp) *TERMENET*, (fig. / intell.) *SPEREDET BERR* (surn. *Spered Berr* : personne limitée) ; un nombre limité *un TOULLADIG* (*pato, traoù all*), & *lod-kaerigoù* (*a draoù – Wi<PYK*)

LIMITER (14° < lat. ; C. *limitaff*, GR *lacqaat termen, lezenni*) *HARZ,-añ,-iñ / HERZEL* (*HARZ-*) : limité par la mer *harzet g' ar mor* (& *lakat harz* délimiter), (& définir § terme) *TERMENAñ,-iñ* ; se limiter (à... - fig. Ph) *EN EM GO(U)NTANTIñ* (*gant*) : *n'ouzoc'h ket en em gontantiñ* ! (Pll)

LIMITEUR (20° - de vitesse) *HARZER* (*tizh*) m.-ion

LIMITROPHE (15° < limitrophus < limes lat.-gr τρέφειν vb nourrir) *harzant* (& *harz* limite ad. / *e-harz, chouk, sko, stok, tost-ha-tost, & 'grenndost*) & *douar ha douar* (*ganeomp* NALBB n° 165 - L 1pt), trois communes limitrophes (Big. < F3) *teir barres oc'h en em douch*

LIMMAT (NR Suisse < Lindi-macus – gaul. lindo-magos : champ d'étang – D.) =

LIMNOLOGIE (19° < gr λίμνη limne, lac & λόγος / étude ; gaul.-celt. lindon & linda / *lenn & lin*) *limnologiezh* f.-où (*studi al lennoù*)

LIMOGEAGE (& hum^t / Scignac) *BRUG RUZ* : *aet war ar brug ruz* ('*ziwar ar melchon gwenn* / abbé Perrot *eus Leon da Venez Are* 1930s - "hazebroucké" par l'évêque Duparc / asso. Bleun-Brug & Ph '*mesk ar brug* dans la 'brousse' / vers l'Arrée, Berrien-Scignac) & n.vb.

LIMOGER (1916 / officiers mutés par Joffre & cf. 'hazebroucker' un juge etc.) *SEVEL E DREID*

(*da ub*) : an aotrouñ person a voe savet e dreid dehoñ, & (hum. / JM Perrot envoyé à Scrignac par Mgr Duparc 1930) *kas^s d'ar brug* (& *da Skrigneg / e-mesk ar brug* : l'Arrée - vue au loin de Pll !)

LIMOGES (NL Lemovices : vainqueurs par orme / lances etc. - anc^t Augustoritum : gué d'Auguste & oc *Letmoges / Limoch* : *botou Limoch / Bourdel* & fait en liège *lech, lich(et)* GR sabots ouvragés dessus à talons hauts – oc Lemotges) *Limoch / Limoj(es)*

LIMOISE (NL Allier gaul.-celt. lemo - orme / limo- & cf. ? / *LEMM*) =

LIMON (1 - 12° < limus lat. & gaul.-os < Pline : limeon – plante ; C. *liuoes* mousse d'eau & *aoulin* Ku<DL, *queffny an guez*, GR *fancq, lag^{enn}* & limon d'eau des fontaines *linoch, glan-dour*)

LIMOUS / LIBOUS coll.-enn-où (& limoselle & T<JG *lec'hid(enn)* herbier / v-br *leh* & v-gall *lichou* marais) / *FANK* (& /vãŋk/ Go) m. (cf. NL Poulfanc Ph / Poulpry) & coll.-enn-où, limon d'eau *livoñj* (W<FL & Prl fond de puits *gonnaj*, Ph & Plourac'h conferve de surface *aoulin*), (limon marin) *MORFANK* m. & coll.-enn-où (& *morfont* vase & vb Ph pp *morvontet*)

LIMON (2 – 12° < gaul.-celt. lem- / lemo- : orme & v-br-gall *lem-* : pointu ; C. *limon carr pe leuzr*, GR deux bras de charrette *limon-ou*) *LEUR (KARR)* m.-ioù / *LEURENN* f.-où,-inier (*kirri*) : ouverture du limon *ar forzh leur* (& /vørz'lœ:r/ T), *ur marc'h leur* (T<JG *kleür* cheville du limon / *gwalenn-garr* flèche) = *LIMON* m.-où : 'vel *ur marc'h bar limon* (Pll<PM & YF)

LIMON (3 – 14° & limona - Alp.Mar. 03 < ليمون : *limûn / laymûn* citron < arabo-persan *limu-* - *lemon* angl. & gall *lemwn*, irl > *liomóid* /l'i:mo:d'/ ; GR *aval limès, limous*) *limoñs* m.-où

LIMONADE (17° / *limonada* esp. < limo ليمون / nissard *limona* ; GR *limonadès* < *dour feunteun gad dour avalou limons*) = *limonad(ez)* coll.(-enn), (terme < enf. - *DOUR-IG*) *PIK (-PIK)* m.-ioù : *ur banne dour pik* (& *dourig* - NL *Douric...*) ; limonade et cognac *STRAKELL* f.-où (T<JG)

LIMONADIER,-ÈRE (17° - fabricant de limonade) *limonadour / TAVARNOUR* m.-ion f.1 (cafetier - *tavarnourez* ! - trad. W & NF *Lhostis* < *ostis*)

LIMONAGE (19° - n.vb. / vase etc. : ar) *MORFONTAÑ*

LIMONAIRE (19° < NF : orgue) *libonig* m.-où

LIMONEUX,-SE (14° < limon ; GR *fancq-*) *MORFANK / MORFONT* (ad. Ph / *LIMOUS*)

LIMONIER,-ÈRE (1 - 12°/16° Rabelais cerfs limoniers – portant limon, GR *marc'h, qesecq limon, limonour*) *MARC'H-LIMON* (Ph) / *MARC'H-LEUR / MARC'H-KLEÛR* (var. Ti & JG / GR *marc'h ambilh / souz-ambilh & march'-blein /-beg, jô-beg* Ph<AT) m.-où / *limoner,-our* m.-(er)ion

LIMONIER (2 – GR *guëzenn limès, limesenn*) *gwez limoñs* coll.-enn

LIMONUM (NL anc. Poitiers : Ormeraie D 168)

LIMORS (NL 50 < gaul. limo- / lemo- orme) =

LIMOIRS (NL 91 < Lemausum gaul. lemo- D) =

LIMOSELLE (18° < lat. Bot. - *Limosella aquatica / limus* ; C. *liuoes* / GR *linoch* & *glan-dour, dourc'hlan* & *aoulin / aour & lin*) *LIVONJ* m. (& algue envahissante *glandour / g^wlan-dour*)

LIMOUGEAUD,-E (ad. & n. - hab. Limoges - civitas lemovicum & Urbs lemovica / Lemovives gaul. > Limoges...) a / *eus Limoj...*

LIMOUSE (arg. / verdure de surface Wu<Drean *limouch*) *LIMOUS^e* coll.-enn (matière visqueuse *LIBOUS* – gaul.-celt. liga C. *Ly* & NF *Le Liboux*)

LIMOUSIN,-E (NL & ad. < gaul. Lemovices : vainqueurs par l'orme – *PYL 35 / lemm* - cf. NL-NF *Coatanlem* & var. - méton. / vent "aigu" *PYL* ; GR *Limousin* & *pil-bara, pileryen* surn. / maçon – arg. Tun. 19°<NK *paotr an terk*) = *al Limousin* & (bête, vêt., auto) *limouzinenn* f.1

LIMOUSINAGE (18° < limousin – n.vb.) =

LIMOUSINER (18° - maçon) *LIMOZENNiñ*

LIMPIDE (16° < limpidus lat. / gr λάμπω briller ; gaul.-celt. glan- NL *Glanis, Glanom / Glanum*, v-br-corn-gall-irl *glan* pur & gall *gloyw*, irl *glé* & v-br *gloeu* clair NP *Gléau, Glémarec*) *GLOEW^e* (W > clairsemé, rare) & *glein*, (eau) *BOULL, KLEUZ* : *dour kleus^e* (T & m-br 16° *dour creux / clairsemé* – m-br *roez*) *ROUEZ, TANAV* / TANO^o* (*toas tanaw^e* Ph-T), (clair – NALBB n° 551) *SKLAER* : *dour sklaer, sklaer evel lagad an naer / SPLANN* : ce n'est pas très limpide (son histoire & discours) *n'eo ket gwall splann (anehi – W-Ki) / 'ma ket gwall splann anehoñ* (KW), liquide pas très limpide & *bannac'h teil* (T<JG – cf. NR *Ter / heñvel-ter*), (sonore) *SKLENT* (Ph / *skeltr*)

LIMPIDITÉ (17° < lat. - clarté / NALBB) *SKLAERDED, SPLANNDED & glanded, gloewded* (f.)

LIMUR (NL hôtel Vannes / *li^s & m^eur*; Le Murio NL / *murus gallicus* & Mur E – NL T *ar Muriou*)

LIMURE (GR / *limer limeür m.-iou*) =

LIN (1 - 12° < *linum* lat. & gr *linon* - ie & *لين lin* - angl. *linen*, br-gall-irl *lin / lindag* / نكت < كتن : *kettân / قطن qutun* & *algodon* coton ; C. & GR *lin*, & *linecq*, tirerie *linadecq*, *tennadecq-lin*) **LIN** m. & coll.-enn : *bleud lin*, *eoul lin*, *had lin* (vb 2 *hadlinna / hadlanna*), couleur lin *glas-lin* ; arrachage de lin **TENNADEG LIN** f.-où (T<JG), extraction du lin **BOLC'HADENN** (T & Ti<JG *frikadenn volc'h*) f.-où (& *bolc'h* cosses, *duilh(ad)* botte, *fojenn* déchet = *fo^uer-lin*, *neud lin*, *pempenn* paquet de cinq poignées, *stoc'henn* poupée de lin, *tesk(ad)* glane T – cf. VBF<PT p. 83-85 & algue *linaost* Li / *linoch*, parasite du lin *lingegid* T<DG)

LIN- (2 - NL Lincoln GB < *Λίνδος* – Ptolémée, *Linda* - f. & Lintgen Lux. < *Lindiacum*, Limmat NR Suis. < *Lindi-macus*, Lindern All. < *Lindo-duron, Lempdes 43 & Lens-Lestang 26 < gaul.-celt. lindon étendue liquide, irl *Dublín* noir lac & NL Lindour Ko etc. - f. / m. > **LENN** / **LIN** – *linbrein* - pus, suppuration - syn. Ph / *gor*; *diskargadur* & *braou(ed)* T<JG...) =

« **LIN** » (3 - gallo) > **LOIN**

LINAIGRETTE (18° & jonc / lin des marais) **LIN AR YEUN** (& *ar geunioù / LINGEGID* - TK) m., (métonymie – fleur - E) **BOKED GWENN** m.-où

LINAIRE (13° & lin sauvage, gueule de lion) **LIN GOUEZ**, **LIN AR MOGERIOÙ**, **LIN-DERW^e** / **LINGEGID** (& var.) m.

« **LINCEU** » (gallo « **LICEÛ** » - drap) > **LINCEUL** / **LIÑSEL** (& var.)

LINCEUL (13° drap de lit < lat. - dim. toile de lin ; C. *licel*, GR *licel* drap de lit) **LIENENN** f.-où (*da lienañ ub / lien-où* & *lini* toile-s & *liñsel* drap, *sebeilh* suaire / *sebeliañ ub*)

LINÇOIR, **LINSOIR** (17° / linteau *pezh-lein* - *gourrin*) **GOURRINENN** f.-où

LINCOLN (NL GB & NF > US – Lindum colonia < celt. lindon lac > **LENN**, *Dublín* – Rob.) =

LINDA (NL Suis. La Linda & Lindar < gaul.-celt. linda liquide / lindon m. & v-br *lin* = **LENN**) =

LINDANE (20° Chim. < *van der Linden*) = *lindan*

LINDEN (NL *Unter den Linden* - Berlin : 'Sous les Tilleuls' & angl. - syn. / tilleul NL *tilh*)

LINDERN (NL All. < *Lindo-duron : fort du Lac) =

LINDRE (NL Moselle étang < gaul.-celt. lindon lac) =

LINDRON (NL Charentes-Mar. < gaul.-celt. lindon) =

LINÉAIRE,-MENT (15° < lat. / *linea* – gall *llinellol*, irl *lineach*) **LINENNEG** f.-où / ad.-EK* & *linennel*, (Mat.<JM) = *linear* : *aljebr linear*, *sistem linear* & (adv. – Mat.<JM) « *end-linear* »

LINÉAL,-AUX,-E (14° < *linea* lat.) *linennel*

LINÉAMENT (16° < lat. / *linea* ; GR *lignenn-ou* – *ar façz*) **LINENNEREZH** m.-iou (& sens pl.)

LINÉARISATION (Mat.<JM – n.vb. : al) *linearizañ*

LINÉARISER (Mat.<JM) = *linearizañ,-iñ / LINENN-*

LINÉARITÉ (20° - Mat.<JM) > « *linearded* » f. & (Lit.) *linennegezh* f.-iou

LINER (angl. < (de) ligne / navire – gall *llog* - *locc-ou* / *long* irl ship & *linéar*) = *liner* (m.-ion)

LINETTE (14°) **HAD-LIN** m.-où & coll.-enn (vb 2 *hadlinna / hadlanna*)

LINGA(M) – sanskr. : phallus du dieu Siva) = *linga(m)*

LINGE (13°/12° ad. 'linge drap' < de lin - *lineus* lat. ; v-br *lien* & *liencic* ms Leyden 8-10° = corn *lien* & v-gall *liein* / v-irl *léine* ; C. *lien* drap de lin, GR *lyan*, *lyen fresq* & *guënn / fancq* & *lyenenn-ou*, *lyenaich-ou*) **LIEN** m.-où, *lini* (toiles) & coll.-enn-où (un linge / *lian* lange, *leien* grosse toile) : *lien fin*, *kaer*, *moan / krenn* & *gros^s*, le linge (bandage sur le doigt) *al lienenn war e viz*, (du linge) **LIENAJ** m.-où,-achou : *lienaj lous* ; linge de corps (& "créés" : toiles de Bretagne – v-br *cris*, corn *kreis* gl *camisia* - celt. > chemise etc. / v-br *hemis* > *hi(ñ)viz*, gall *crys*, m-irl *criss* : *gouris* < *guocris* v-br LF 123 - ie / russe) **KRES** m.-iou, *krechou* & *krejoù* (Prl *kraijaou* / 'ianaj = *lis^eeriaou* & *lanjeriaou*) ; linge de couleur *dilhad a liw^e* (T<JG & *a liou^o* L<VF, Ph) ; blanc comme un linge *livet-gwenn / gwenn-kann*, *evel un tamm lien bervet* ; laver son linge sale en famille *ober kouez / ober o jeu (etreze)*, du beau linge (& fric – arg.Chon<BTP) *leñch / leñj(ou)*

LINGER,-ÈRE (13°-17° ; GR religieuse *lingeres / qemeneres,-oures* couturière) **LIENER,-OUR** / **LIÑJER,-OUR** m.-ion f.1 : *al liñjeres^e* (skol - W)

LINGERIE (14° ; GR *lyenaich* : *ru al lyenaich* & *campr al lyenaich*, *armell al lyen fresq* – linge)

LIENAJ m.-où /-achou : *lienaj kaer, lienachou merc'hed* (lingerie féminine) & (activité de lingerie)
lienezh m. / (lieu) f.-ioù, **STAL LIEN** f.-ioù

LINGETTE (15° - dim.-ette) **LIENENNIG** f.-où (& cf. / créez *krezenn*)

LINGOT (14° / prov.-oc lingo - lingua lat. / lingua ; GR *barrenn aour, arc'hand, metal* / 18° *tols-masse* / goémon etc. & cf. **C. tors** tourte > *torzh(enn)* gall *torth-en*) **TOLZENNAD** f.-où (*aour*)

LINGOTIÈRE (17° / 18° *tolsennec*) *tolzenneg* f.-où

LINGUA (lat. - anc^t *dingua* / all. *Zunge, tongue*, gael *teanga* / gr γλώττα & γλώσσα *glotta & glossa* dial. & cf. لغة : *luğa, lugha* / loṛa /URa/ *yezh / teod : lassan*) : lingua franca = *langach frank* & lingua britannica (lat. med.) *yezh vrezhoneg : Brythoneg - Cambria* etc. (bulletin d'études intercelt. 2000 br-gall-irl & gaél d'Écosse *Teod / Tafod / Teanga*) =

LINGUAL,-AUX,-E (18° < lingua lat. - **C. teaut / teut**) **TEAOD** (var.) / **TEOD** : *kensonennoù teod* (& *te(a)d* - var. Prl / E-Go *teaod*)

LINGUE (1 - 18° < *leng* - neerl. : *julienne* - surn. Icht. AGB n° 245 *lingue, julienne* Go *juluenn* & var. T-L, Pgt / *morlean* 1+1pt *Molène & gastle* - Ouessant, *morlean* 15pt /-enn 9pt & f.1 Ko-Ki, Wi *morzuilhan-enn* 10 pt / *zuliënn* & *juliana* - Belle-Île / *julianenn* - Hœdic) **MORLEAN** m.-ed (f.1 /-enn-ed) / **JULIANENN, JULUENN** (f.1 (*julienne* - syn.))

LINGUE (2 - arg. : *schlass* / Chon Ki<BTP) **LIRTENN** f.-où

-LINGUE (3 - lat. / celt. *yezh*) bi- / monolingue *unyezh, 2yezh (divyezh & teiryvezh-eg...)*

LINGUET (17° - Mar. < neerl.) **BRANELL** f.-où = **LINGED** m.-où, *lingejou* (Mar. Li<YR & (*benn*) *a bevar lenged*)

LINGUIFORME (18° < < lat.) *furm teaod, & teod-heñvel / TEODENNET*

LINGUISTE (17°-19° < lingua - *yezour* FV 20° / gall *ieithydd / linguist* - irl) = *linguist* m.-ed f.1 & (dér.) *yezhour* m.-ion f.1 (& *yezhonour* - dér. / *yezher* locuteur)

LINGUISTIQUE,-MENT (19° - gall *ieithyddiaeth*, irl *teangeolaíocht* /'taŋ:go:li:xt/, basq. > *linguistika / hizkuntzalaritza* < *hitz : ger*) = *linguistik* m.-où ad. & / *yezhel & yezhoniel* ad. ; *yezhoniezh* f.-où, (adv. & ling^t parlant) *a-fed yezh, 'fed linguistik & 'end-yezhel'*

LINIER,-ÈRE (18° - lin & suff. ; **C. Linec** lieu à lin, GR *linecq & lineucq, linocq, linegou*) **LINEG** f.-i,-où /-EK* (ad. - cf. NL *Allineuc* 22 - 1330 *Alinoc* BT < *al lineg* & NF *Lineuc* / NP de Lignières)

LINIMENT (15° < bas lat. *Pharma. / traite-*) **TRET** m.-où

LINK (frangl. < angl. & norrois **hlenkr* - gall vb *cydio* = *KEJ,-iñ,-o / cónasc* irl /-nask > 'nâche') & links (Golf < écos. & v-angl. *hlinc / linch* - gall) = *maes golf* (m.-où)

LINKAGE (Bio. < angl. - gall *cysylltiad, doleniad* & irl *nasc / nask*) =

LINO (dim. & lino- / *linus* lat. : *lin*) = *lino* m.-ioù (*ar c'hampreier*)

LINOLEUM (19° / angl. - dim. *lino / oleum*) **LINO / linoleom** m.-ioù

LINON (1 - 17° & gr λίνov *linon* - tissu de lin / trad.) **LIEN FIN / LIEN MOAN** (T<GK) m.-où : *liñselier lien fin*

LINON (2 - sobriquet / *Adeline* etc. - Littré / NL *Linon*)

LINON (3 - NR Le Linon, affluent de la Rance - Evran < Trémeheuc / Donac & la Dore) *al Linon*

LINOT,-TE (15° *linot* = *linotte* & gallo < friand de *linette* & lin - GR mâle *sidan,-ès & lineg-ès*, tête de *linotte pennglaouicq* mésange, siffler la *linotte evet dezañ* & cf. NF *Penglaou Ph, Le Sidaner* T / **C. Sidan**) **LINEG** m.-ed f.1 (*linegez**), (**EVN**) **LINAER** m.-ed-*ion* & dim.-*ig*-où, **LINAOT** m.-ed = *linoig* m.-ed f.1 (W<PYK), **MILLOC'H** (**RUZ** / "*milhoc'h*" - var. W) m.-ed f. *mamm milloc'h* ; (dim.) **SIDAN(IG)** m.-ed (NF *Le Sidaner* - T...) ; tête de *linotte penn kefeleg, spered gad : ur spered gad he deus - he merc'h* (Pll<YR)

LINQUIN (NL *Perros* / anc. gare) *an Hinkin : poull-dour an (H)inkin*

LINSANG (19° < javanais : félin) =

LINSOIR > **LINÇOIR**

LINTEAU (16° & *lintel* < lim- lat. & dim. - gall *gorhin-* ; GR *gourin, raoulin, treusteul*) **GOUR(R)IN** m.-où : *ar gourrin dor* (Ph - syn. Ku/YEP) **PEZH-LEIN** m.-ioù, **TREUZ-DOR** m.-où (*gouryew* imposte, *palatr(enn)* palâtre)

LINTER (20° < US *lint* fibre = gall : duvet vég.) =

LINTHES (NL *Marne & Linthelles* < lat. *limes* - *Tricasses* / *Catalauni tribus* gaul.) = *Lintes*

LIOGAN (NL GR anc^t port / Pointe Saint-Mathieu 29 - *Lokmaze Penn-ar-bed*) = *al Liogan* (& éd. - éditions du Liogan / *al Liogan - Emgleo Breiz*^o)

LION,-NE (1 - 11° < leo, leonem, leonis lat. & gr λέών leôn ; v-br *leu hemel* NP semblable à lion & gall *llew / Llew* = Lug dieu – lumière / irl *leon* ; صيد : *çaïd* ; GR *ur bagad / ur vandenn leoned*) **LEON / LION** m.-ed f.1, (arg. Tun. 19°<NK) *sultan* m.-ed ; la part du lion **LOD AN AOTROU** (*ag an tous (koed) pa gouezh : balaou ! lod an aotrou ! Wu<Drean / T-K* ayant fait ou avoir reçu sa part - de tâche etc. - *bezañ LODENN* fig. / NL) : *te zo lodenn 'vat !* ; l'heure où les lions vont boire *an eur ma ya al leoned da eved*

LION (2 - NL Lion d'Angers, Lion-sur-mer 14, NL 41, 55 / Lyon < Lugdunum - Lug & dunon : fort de Lug - D. / "ville des lumières") =

LIONCEAU (12° ; GR *leonig-ou*) *leonig* m.-où & *mennig lion* m.-où

LIOUX (NL 84 <Leuca - f. / gaul. leuco- brillant – ALBB : *LUC'H*) =

LIPAR (bretonnisme Big. < Teleg. & *liper - c'hoari galoch*) > **LIPER**

LIPARIS (18° < gr λιπαρος liparos : poisson, insecte, orchidée etc.) =

LIPIDE (20° < gr λίπος gras) = *lipid* m.-où, (graisse L<FE *an drujennègez*) **DRUZENNEGEZH** f.-ioù (& *druzoni & dru'ani / lard-fall...*)

LIPO- (gr λιπος lipos : graisse *lard & druz*) =

LIPPE (12°<m-neerl. *lippe / lip* angl. : lèvres – gall *gwefus* = *gweus & min*, irl & *béal* NL Belfast) **GWEUSKEN / YEUSKEN** & *geusken* m.-où : *ur geusken outi* (T<JG faisant la lippe), **LAPENN / LIPENN** f.-où : *kouezhet eo e lipenn* (lèvre sup^{re}) *war e lapenn* (fig. & faisant la lippe / en fâcheuse posture ou situation & boudier vb *mouzhañ, mont en toull mouzhig*)

LIPPÉE (14° Région. ; GR *lippadenn-ou*) **LIPAD** m.-où (Ph & fig. : dégelée) ; faire une lippée & *ober lapavan* m. (L)

LIP(P)ER (T<FP = lécher aux sens divers – C.) **LIPat***

LIPPU,-E (16° / lippe ; GR *gueusecq, musellecq* – NF) **GWEUZEK / MUZELLEK*** /-EG ad. (& NF - personne) **GWEUSEG, MUSELLEG^e / MUZELLOG** (Li<YR qui a de grosses lèvres) m. (pl.) *muzelleien* f.1, & (*un den*) *muzelloù teù* (Prl-W / Ph *babines muselloù kig-sall & W marmotoù*), (maladroit pour manger) **LAPENNEG** /-EK*, (hum^t T / cerises noires, NL) **GENOÙ PABU** m.-ioù (& *genoù krapouezh* - T & MB - visage couvert d'acné)

LIQUÉFACTION (14° < lat. / gaz, solide ; gaul.-celt. *dobros & cas* – n.vb. : *an*) **DOURENNIÑ**, (pâte - n.vb. : *an*) **TANAWAAD^e / TANÔAAD^o / TANAVAAT***, en liquéfaction *kollet e standilhon* (*toaz^o* - T<JG) m.-où (& (*lard*) *teuz*)

LIQUÉFIABLE (16° – *hag*) *a c'haller dourenniñ*

LIQUÉFIANT,-E (19° - effet *efed*) **TANAVAAT***

LIQUÉFIÉ,-E (pp / ad. – patates / NF Le Liboux) **LIBOUS & patatez arru libouzenn(et)**

LIQUÉFIER (14° < lique\facere lat. ; GR *tanavaat, teuzi* – solide, gaz) **DOURENNIÑ**, (& se liquéfier) **TANAVAAT*** / **TANOAAAD^o** & *da danawaad^e he zoasenn / toazenn* (Ph-T), **LIBOUZ(ENN)IÑ** ; (se liquéfier & crever – fruits trop mûrs) **FOUESTIÑ / FOUISTEIN** (W)*

LIQUETTE (19° / limace : chemisette / créés < *kres^e*) **KREZENN** f.-où, (arg. Tun. 19°<NK, W lang.kem. – *camisia* gaul.-celt. > chemise, camisard, camisole) *chemis / chemizetenn* > *cheumjetenn* f.-où (Bd<Y.Gow, Ph<Goadec / *kamijolenn* Pl<PM & *jimistenn* P.Go pardessus / robe W<P.Go & cf. « *spi(lh)enn* » f.-où)

LIQUEUR (12° < liquor lat. - liquorem / liqu vb liquefacere fondre, liqueur être clair & liquidus – ie ; gall *diod : died* - mr-br & irl *deoch* ; C. *diet* 'boyre' ; GR *licqor-you & beuvraich douçz*) **LIKOR** m.-ioù : *likor Breizh, likor sivi* (étiquette Pgt); liqueur pour femmes **HINI DOUS** (T<JG-Ku)

LIQUIDABLE (18° - *hag*) *a c'haller vandajiñ*

LIQUIDAMBAR (16° esp. < liquid-ambre : arbre exotique) =

LIQUIDATEUR,-TRICE (18° Droit) **VANAJOUR** m.-ion f.1 (& *foeter / gwerzher e beadra*)

LIQUIDATIF,-VE (19° - Doit / Y.Gow - *akta*) *vandaj...*

LIQUIDATION (15° - n.vb. : *ar*) **VANAJIÑ**

LIQUIDE (13° < liquidus lat. & liqu – gall *gwlyb : gleb / gwleb* TW v-br-gall *gulip*, irl *fliuch / gwlyth : dew* rosée – ie / liqu- LF 194 & celt.-gaul. *linda / lindon*, v-br-gall *lenn / lin & llyn*, v-irl

lind > *lionn* : *humour of the body* & NL Dub\lin / inscription Banassac 3° ‘nessamon delgu linda’ : au prochain tiens liquide D-PYL - offre à boire / aqueux *doureg*) DOURENNEG /-EK* : *traou dourenneg / gouelet dourek** (& *doureka* - vb 2), (fig.) TANA(V*) / TANO : *re danaw eo an toas^e*, liquide / solide (hum^l) *traou tano / traou teo^o* (T<JG) & selles liquides *tanavenn* f.-où ; (phonét.) LINKR (LENKR & néo. / gall *hylif*) “*liñvel*” ; argent liquide *arc’hant laosk* (FV, Y.Gow<HB & *fresk, prest / en antier*) ; crachin (& crotte) liquides LIBISTR coll.-enn, couvert d’un tel liquide LIBISTRENNEG /-EK* (& *labistreg / labiStog / libouz-enn*) & *libist’onet gant kaoc’h-saout* - *ar bioù* Ph<YP, BER (coulant < gaul.-celt. *beru-* : *aber, comperos / pp & Kemper*) ; (n. liquide) BEROÛ pl., DOURENN f.-où : *un dourenn wenn*, (fig. Ph-T) LOMM m.-où : *an tamm hag al lomm* (adage / le solide & le liquide), (boisson liquide) LONKAJ m.-où /-achou (T<JG & *braou-ed* > pus liquide = *lin-brein, linwad* T-Ph / bouillon liquide *gwi(m)pad* Ph<MA & var. W *gwitod*)

LIQUIDER (16° < it. / lat. ; GR *lacqaat da ur somm* – affaire, financement T<FP – Even) EEUNañ (*ar pezh a oa dilerc’het*), (fam. / finacièrment) LIPat* : *lipet ar wastellenn* (T<JG & croquer son bien Pl rime c1920: *Iven ar Beg eus Roskornaou / ‘n heni ‘neus lipet toud e draou...*) & liquider physiquement (Ku<JF) *lipet eo bet, lipet (g’ ar c’hleñved)* ; (en argent & valeurs) BONDUiñ / VANDAJiñ (& *arc’hantiñ réaliser, difoarañ solder*)

LIQUIDITÉ (16° < lat. ; GR *tanavder*) TANAVDED (f.) ; (pl.) ARC’HAÑCHOÛ / ARGANTOÛ

LIQUOREUX,-SE (18° < lat. / liqu) TRAOU) DOUS^s

LIQUORISTE (18° - appr^t) LAMBIGER m.-ion f.1

LIRE (1 - 11° < *legere* > *collegere* - cueillir / gr *λεγειν & λόγος* *legein & logos* ; v-br *len-* gall *llên* & *darllen*, irl *léigh* ; C. vb *leenn* & pp *lennet*, GR 18° *leenn & lenn, lenneiñ & peurleenn, lenn penn-da-benn*) LENN / LEEN (parf. /le.n/ Ph / W(u) /lɛ:n/) : il li t beaucoup *lenn a ra kalz, petra ‘c’h eus lennet kement-se ? qu’as-tu lu ainsi ? & dire la bonne aventure lenn ar blanedenn*, quand je me mets à lire *pa gomañsan leen, lenn plaen (aes & plaenañ lire couramment = lenn real & lenn “riel”)*, *lenn-dilenn* (& *Lenn ha Dilenn* - émissions littéraires de F3 1980s / élire < *eligere* - lat.)

LIRE (2 - 16° < it *lira* / livre) *hur (an Itali)* m.-ioù

LIRÉ (NL 49 < NP lat. (Hi)larius – Rob. NP & cf. Du Bellay 16°) : « Plus mon Loire gaulois que le Tibre latin, Plus mon petit Liré que le mont Palatin Et plus que l’air marin la douceur angevine » *Muiikoc’h ma Liger eus Galia eget Tibro Roma / Muioc’hig ma c’hêrig a Liré eget Palatin’ ar mene’ / Ha mui eget an aer vor douser Anje(v) ma bro*

LIRETTE (19° : tissage artistique & la lirette - rime) = *liret(enn)* f.-où & (refrain) *lalira...*

« **LIRIE** » (gallo / fait d’elire) > *lennerezh* m. (& *al leen*)

LIS, LYS (1 - 12° pl. lil < *lilium* lat. – *lily of the valley* angl. & gall *lili o’r maes* ; C. *flourdelis* ‘lis, lilium’, m-br *Heuryou* 1568 *Rosen, lysen, bleuzuen fresq*, GR *flourdilizen & lily-en* ; lis d’étang > nénuphar / nénufar نونفر / نیلوفر *nīlūfar* - persan < sanskrit नीलौतपल / *nīlōtpala* lotus bleu - नील / *nīlah* bleu-noir & utpalamfleur du lotus - Littré) *lili / LIS* coll.-enn-où ; (fleur de lis / roi) FLOURDILIZ coll.-enn-où : *ken kaer ha flourdilis* (trad. Ph aussi belle que fleur-de-lis & lis d’eau > nénuphars *loaioù-dour / ‘lili-dour’ & water-lily* nénufar & var.)

LIS- (2 - NL – gaul.-celt. *lissos* & v-br-gall-irl *lis* cour gl aula – sens divers > LES / LEZ – Liffiac - Trégomeur 22 gallo & Lisenais 22, Liscineuc, Lizandré Plouha, Liscorno Lannebert, Liskildry - Ploézal Tu & NP - tradt Aet eo Liskildri da Baris Lizildry - Plouguiel *Lizildri Priell / Liscoët* NL fréquent & Lescouët, Lescoet, Lescoat / NF *Leskoad*) = *Lis-* / *Les-*

LISAGE (18° / n.vb. - var. : *al*) LEENN

LISBONNAIS,-E (GR *Lichbonad,-nis* pl.) =

LISBONNE (NL & Ulisbonne – Rabelais 16° ; GR *distro eus a Lichbon*) *LiSboa / Lisbonn*

LISCINEUC (NL Plélo & Lessineuc - 15° / nobl. - Les-/ineuc) > LIS...

LISCOUËT (NL Haute-Bretagne Plouër-sur-Rance 22 - parf. > “*Licouët*” & “*Lescouët*” / Lescouët-Jugon, Lescouët-Gouarec) *LISKOED / LESKOED* (*Gouareg* - NF Lescoët, Lescoat *Leskoad,-koed*)

LISCUIS (NL Bourbriac & E < *an (d)iskuiz* / Bon Repos : *Itron Varia an ‘Iscuiz*) = *an (D)iskuizh*

LISE (12° < gaul.-celt. *gliso(marga)* > glaise, glise – *lis* & T<JG *liz(wad)* sanie) = *LIZ* coll.-enn-où

LISERAGE, LISÉ- (18° - n.vb. : *al*) LEZENNIÑ

LISERÉ, LISÉRÉ (18° var. / vb ; v-br *les* - LF 505 ; GR *lezenn-ou*) LEZENN*^o f.-où (cf. NL *Lez-*

& cf. *Lez Breiz - Barzaz-Breiz* 19° & *C. beuenn* lisière)

LISERER, LISÉRER (16° / lisière) *LEZENNiñ* (& *bevenniñ* border d'une lisière)

LISERON (16° < lis ; *C. troel* = *yell* / volubilis & convolvulus) *TROELL* coll.-enn-où & m.(-où) : *an troell a ra gwrizioù hir troidellet* (T<JG & Ph – NL Pont-Troël - Carnoët *Pont-Troell* / *Ster Aon* - Carnoët-Scrignac & Bolazec, Plourac'h / Fréau - Poullaouen, NF Troel & Go<KC *troell* /'troəl/ & Li<YR *Troel, vu ma jechez ha vu 'z eus : seul vui 'jeches, sol vu Ph / Ku sul vu' & sal mu' - W / sol vi 've ! - Pll - le liseron, plus tu tires, plus (il) y en a, & tronigell f.-où*), (v-br *laur / lore ?*) *LAVRIG / LARVIG* m.-où (NL Are<jmp), *R(I)ELL* m. (& « *rell* » - W<FL), *hiviz ar Werc'hez* (N.Yezou / syn. Ph *gweerez, troierez* plantes grimpantes, volubilis divers / chèvrefeuille Prl *gwial-dro, gwial-gavr* Ph = *gwe'oud* Pll & /'gwiud\ / Ku / *bezvoud* T>Ti *beüt* / GR)

LISER,-TE (Région. Nord jeune maquereau < brillant - lucere lat. / lux & *luc'h* ; GR 'liset, lisette' insecte verdâtre gâtant les bourgeons *ruziereus*) = *RUZIEREZ* f.1

LISETTE (prénom - marq. & loc' T betteraves = gallo) *LIZET** coll.-enn : *ar parkad lizet* (T<FP un "clos de lisette" - gallo St-André - Evran 22)

LISEUR,-SE (13° agentif < vb lire ; GR *leenneures-ed*) *LENNEUR* m.-ien f.1 (L / *lenner,-our*) ; (vét. – Ph) *FEULEUJENN* f.-où (& *frileuzenn* frileuse fig.)

LISIBILITÉ (19° / Taldir 1913) *lennablentez* & *lennusted* (f.)

LISIBLE,-MENT (15° ; *C. lifibl* / *leenn*, GR *leenapl, eaz da lenn*) *LENNAPL** : *n'int ket lennabl'e, & lennus* ; (adv.) > *aezet da lenn*

LISIER (19° Suis. < urine - lat. / GR-PEll. 18° *hañvouez* purin Ph, *dour-hao* eau croupie) *HANVOUEZENN* f.-où : épandre du lisier *skuilh hañvouezenn adarre* (Pll usu' / Prl > « *hañvo.r* »), *DOUR-TEIL* m. (F3), *LISOU^e* /lizow/ (A.B. < Arv. W)

LISIÈRE (13° / lice & list- Littré ; v-br *les bord*, *C. beuenn* 'lifiere', GR *bevenn* & *biüenn* : *ar vevenn ne dal qet ar vezerenn* T<JG & limite *lezenn*, de robe d'enfant *stolicqenn-ou*) *LEZ** m.-où, coll.-enn-où : *ul lez lien, lez ar c'hoad* (& orée / *les-koed*) / *Leskoad / Leskoed, Liskoed, Leskomm, Lestevenneg, Lestreogan & Leskleden* NL (Ph), *Lesou / lezenn* f.-où (T<JG) / (bordure) *BEVENN / BEWENN^e* / *GWRIMENN* f.-où (T-W & Prl *beiüenn / W biüenn-eù* & « *grienn* » *ar park bord(ure)* de champ / *gwrimeñn*) : *ar wrimeñn* (Plésidy E<DG & T<GK *gwrimeñn ar park*)

LISIEUX (NL civitate Loxouia anc' Noviomagos gaul. : nouveau marché / NL Lexobie < gaul.-celt. lexsouio- : oblique, penché D 169 / *lespos, posles* < *les-*) = *mont da Lisieux*

LISP (acronyme angl. / gall *bloesg* – *Geiriadur Mawr*) =

LISSAGE (18° < vb lisser) *LINTRAJ* m.-où, & n.vb.

LISSE (1 - 12° / vb ; gaul.-celt. leuo- & Leua - f. > NL Lieue - D., v-irl *slemon* > *sleamhain* /s'l'aun/ *smooth, sleek, slippery*, v-br-gall *limn*, gall *llyfn* : *smooth* & syn.) *LEVN* & /lewn/, /levn/ (GR *lintr* & *plean*) *LINTR* (& *lintrus, linkr / lenkr*) / *PLAEN* = *re lis** (maen W<PYK calque), (doux au toucher) *FLOUR* (Ph) : *flour eo ar voger / da simant* (Pll), & *da jot*, (fig.) *galleg flour* (& bretonnisme Pll<LL "français velours"), (manche L<MM) *SOUBL* ; surface lisse *LINTRENN* f.-où, *LEVNENN* f.-où (surface polie par la mer & NL *Flourenn* prairie grasse / NF Le Flour, & *blouc'h, lampr, litous, plaen*)

LISSE (2 - 13° Mar. / list- ; *C. licenn*) *LIS^sENN / LISTENN* f.-où : *listenn ar vag* (Li<YR *eul lisenn venn*° / *al listenn a-raog* & porte-lof T *portol*), *lis^senn ar c'harr*

LISSE (3 / LICE – GR chaîne *steuënn-ou* / de haute-lisse *tapicziry licz & lintr*) =

LISSE (4) > LICE

LISSE (5 – NL < gaul.-celt. liscos : lent, v-irl *lesc*, gall *llesg* : *gwan* & var. - vb *lesk da vont* !) =

LISSÉ,-E (pp) *LINTRET*

LISSER (13° < lixare lat. / lessive - bas lat. & *C. lifiu* & ALBB n° 48 "*lisiou*" ; GR *lintra* ALBB n° 437 briller Ki 4pt & syn. Ph étinceler / or : *kement a lintr n'eo ket aour* = *kement a luc'h, kement a sked & kement a bar n'eo ket aour*) *LINTRañ,-iñ* (*danvez*), (surface) *LEVNañ,-iñ*, (davantage - vb itératif) *FLOURAat** vb 2 : *en ur flouraad^e e voustachenn* (en te lissant la moustache & *flourañ* caresser)

LISSEUR,-SE (15° - dér.) *LINTRER,-OUR* m.-ion f.1 & (ouvrier qui lisse / repasse - arg. Brest 1924 < AIB / midinette au fém.) *AMPEZER* m.-ien f.1

LISSIER > LICIER

LISSOIR (17°; GR *lintrouër*) **LINTROUER** m.-où

LISSURE (GR partie du métier qui soutient lisses *ar bret / ar broüed & enbroüed* porte-lames) **BROED** m.-où (Pll > *ma bred /bred't/* aiguille à tricoter & gall *brwyd : heddles, point*)

LISTAGE (frç / angl. & franglais *listing*) = *ul listing* m.-où

LISTE (16° < it. 14° *lista* < germ. *Leiste* all. < got. *LISTA* bande, bordure – gall *rhestr / rest-*, irl *liosta*, & *clár*, basq. > *lista / lerro* ; GR *leistenn & roll-ou*) **LISTENN** f.-où (tous sens) : *ul listenn hir, teir listenn da glask hon mouezhioù* (Pll 1929 listes électorales), (contenu - d'une liste) **LISTENNAD** f.-où,-joù, (& Inscript. Mar.) **ROLL** m.-où : *war ar roll* ; liste noire (angl. *blacklist*) **KAIER RUZ** m.-où ; (cheval – gaul.-celt. *balio* & gall *bal* > cheval baillet, NF Le Bail > baillisme - politique sud-finistérien & NL - Cad. Pll) **BAILH** m.-où (*ur marc'h bailh*)

LISTEL (17° < *listello / lista* - it., pl.-s & listeaux) = *listell* f.-où

LISTER (16° / 20° Inform. / *list* angl.) **LISTENNañ,-iñ**

LISTERIA (20° angl. < NF Lister) = *al listeria*

LISTING (frangl.) > **LISTAGE / LISTENNAD**

LIT (11° < *lectus* lat. – ie / gr, germ. & angl *lay, lie*, gaul.-celt. *uo-le* > *gwele* gall *gwely*, irl *leaba /l'abə/* – gallo « lé » / arg. "frêch" < في الفزاش : au lit *f-əl-frâš /fræʃ/* & *ferach* ; C. *guele an tut claff / guele an buguel en coff e'mam*, GR *guële-ou* : *arc'h, coad, stearn g. & guële clos & pell, pluñ / fledt, flejou, en e vele / clañ var e vele / can(ol) ur stæer, aos-you ur gouër*) **GWELE** m.-où : *gwele klos / kostez, pleg, res, skourr & lit moderne gwele plad* (T<JG / lit de coin) / *gwele mod kêr* (W), *penn-nec'h ha penn-traoñ ar gwele* (Ph), *arc'h-wele pe stern-gwele* (châlit / *sel & stel* ciel de lit – cf. Ph *ched, flet pieu, pageot & arg. Tun. 19°<NK flit, flitouar & (toutouig) lalla à dodo !*), aller au lit mont d'e wele (gall *i'r gwely !*) / garder le lit *chom war e wele* (& rester alité / au lit *en e wele*) ; enfant d'un même lit *eus ar memes gwele*, nés d'un second lit (fig.) *eus ur gwele all & d'autre lit lezvugel* m.-vugale (fillâtre *lezbab, lezverc'h / lezvamm*, C. *leftad* & cf. NL - pierres en forme de lits *Gwele ar sant, Gwele sant Erwan*) ; (lit de...) **GWELEAD** m.-où : *tri gwelead douar, ognon...* ; (lit de rivière) **NAOZ** f.-ioù (& *kan*) ; lit du vent **TOULL** *an avel* m.-où & *toull ar glav (glau* Prl l'ouest / *Ki toull ar Vigoudenn / 'ma 'n aval a-ziwar ar Releg* Pll vent dominant de NW / Arrée) ; au saut du lit (mal péigné) *bet (ous / out) er foenneg ?* (Wu<Drean) ; comme on fait son lit on se couche (adage) *diouzh ar soub a droc'ho e vo trempet* (Ti<DG / Tu<DG) *pep hini a ra tan deus e geuneud, pep hini a debr e soubenn evel a ra 'nei* (Mael-Pestivien)

LITANI (NR Liban / Israël) *Ster Litani*

LITANIE (12° > 17° letanie - lat.eccl. *litania* < gr *λιτανεία* : prière - basq. > *letaniak* pl., gall *litani / gweddïau* : *pedennoù*, irl. > *liodán /l'i:da:n/* ; C. *letany*, GR *al letanyou, lavaret letanyou Jesus, an Itron Varya, ar Verc'hès, an oll sænt*) **LETANI / LITANI** f. -où (18° J.Conan *litaniou - ar Werc'hes / itron Varia a ouil sicour , & Itron Varia vulad / regennad leoù-touet*)

LITCHI, LETCHI, LYCHEE (chin.) = *li-chi*

LITE (anc. frç & gallo) > **LIT(R)E**

LITEAU (1 - 16° / listel – tringle sens div.) **TRANKET** m.-où, (sens anc.) **BRANK HALEG** m.-où (bordure *gwrinnad*)

LITEAU (2 – lit du loup / v-br *fau bled* tanière de loup & NL Ph) **TOULL AR BLEIZ** m.-où *bleizi* (& NL *Garz / Gwaremm & Run ar bleiz / Reunambley Spt & Lescombley - Scignac / Lescom* Pll)

LITÉE (19° < chasse) **GWELEAD** m.-où (Ph / Prl *gweleiad bleidi bihan & cf. Ph torad lapined, gwizad moc'h & nodad moc'h / neizhiad & torrad evned...*)

LITER (18° & se stratifier) **GWELEADiñ** (*pesked*)

LITERIE (17°-19°) **DILHAD-GWELE /-WELE** coll. (Ph & *liñselier ha pallennoù*)

LITHAM, LITSAM (19° < لثم : *lithâm* voile de visage / vb لثم voiler > étoffe / Touareg) =

LITHARGE (C. *Litarg* – lat.<gr *λιθαργυρος* pierre d'argent) *litarj* m.-où

LITHE (Litré - élément de composés - gr *λίθος*) > **LITHO-**

LITHO (gr *λίθος* *lithos* = pierre - ie / littera lat. - pierre alluvionnaire molle pour gratter - scrb- > écrire & gaul.-celt. *lic(c)a* & irl *lia - stone* - NL *Lia, Lilia... /-lec'h*) = *prenañ ul litho* (m.-ioù)

LITHOGRAPHE (19° gall *lithograff, liteagraf* irl) = *litograf* m.-ed (*tres'er war vein / lia - stone*)

LITHOGRAPHIE (18° - basq. > *litografia*) *litografiezh* f.-où (dim. > LITHO - λίθος / lithos)

LITHOGRAPHER (19° & pp) = *litografiet*

LITHOGRAPHIQUE (19°) = *litografik(ell)*

LITHOLOGIE (gall = *lithologi* & *maenyddiaeth*) = *litologiezh* / *maenouriezh* f.-où

LITHOPHAGE (17° < gr λίθος & φάγος fagos) *debrer mein* m.-ion f.1 / *litofaj* m.-ed

LITHUANIE > LITUANIE

LITIÈRE (12° < lit & suff. - gallo > « la l'tière » ; C. / dames *leter*, GR chaise couverte *leter-you* :

qesecq leter, *leteryer* meneur de litière / bestiaux *gouzel* & *gouzelyadenn*, *gouzerya*, *baus* : *ur vaus*

Li / Lu *ur c'hardenn* & *streüed* W, *qydell-ou* Landerneau, Pell.18° *gouser* – gaul.-celt. uo- préf. :

sous v-br-gall *gu-*, *guo-*) **GOUZEL** > **GOUJEL** m.-ioù (Ph) : *gouser^e eus ar Menez (Are)*, *troc'ho*

goujel, *gouzilh* (d'étable < déverbal Are-Ph / vb & Go<KC *gouzill^o* & *gouzillan din'an ar zaout*),

(une couche de litière) **GOUSERIADENN^e** / **GOUZILHADENN** f.-où (Ph / Are) couper de la litière

DIC'HOUZERAñ, litière de bruyère **BRUGENN** f.-où, litière de fougère **CHORB** / **JORB** m. &

coll.-enn-où : *chorb an Are* (& - mut. - *ur jolbenn* une 'fille' Pll péjorativement & *en em jolbet* Ph

'à la colle'), de chemin **GARDENN** f.-où (NL T-Go *Gardenn an eskob* T, *Garden Kermanac'h*),

(de bas de cour de ferme) **BAOZ** f.-ioù (Li & ALBB n° 535 cour d'une maison – notes : **ROUIAD**

m. W / E *deserkl* m. & *strewad* jonchée / Prl *Streu'heg* < *strouezheg* & *traou tai* : **TRAOU TEIL** pl.

KLT / **KAERAJ** m.-où : *lann*, *del*, *raden*, *razh an traoù-se a oa kaeraj* Pluvigner Wu<Drean &

Brec'h Arv.W faire la litière vb) **KAERAat*** (e-)dan ar saout / faire litière (de q.chose – fig.) *ober*

teil (g'ud & *ober teil gant ar paour* - vers de YB Piriou) ; (lit ambulante C. & GR) *leter* m.-ioù

LITIGE (14° < lat.-ium ; gaul.-celt. Βρατυ δεκαντεμ bratu decantem ex uoto *breud digantan*, v-irl

bráth > /bra:/ *judgement*, gall *brawd* & *Breujou* 18° ; C. *breut* 'plaid', GR *debat-ou* : *o oll-vad so e*

debat) **BREUD** m.-où,-joù / *Breujou* : *breud zo warnehe* & (affaire) en litige *en debat* (Ph & Dr

afer, *barn* & *pros^{es}*), *en (un) afer...*

LITIGIEUX,-SE (14° < lat.-iosus ; C. *Litigieux* > vb *tencen*, *breutat* & *breutaour* / *tencen*, GR

breutaus aimant litige / *debatu*) **BREUD** : *aferioù breud* & *breutaus* / *debatu*, *litijius*

LITIRY (NL Mar. Li<YR) = *Litiri*, *e-kichenn ez eus leun a verl* (plein de maerl *maerl*)

LITORNE (16° picard < m.-neerl ; v-br-gall *trascl*) **DRASK LOUET*** (NF / jocasse **GLAS**) f.-ed

LITOTE (16° < lat.-gr λιτότης, litotês : simplicité / absence d'apprêt 'diaos' – gall *lleihad* : *litotes* /

lei moindre – v-br LF) = *litotenn* f.-où, (appr^t – n.vb.) **MOUSKOMZ** m.-où

LITRE (1 - 18° < litron < lat.-gr λιτρον - douze onces) **LITR**, (litre de) **LITRAD** m.-où,-joù : *daou*

litrad gwin (& *boutailhad-où gwin...*)

LIT(R)E (2 - 19°<12° *lite* = gallo : bande de champ, tissu & lé - de tissu / v-br-gall *let* côté, moitié

NL *Ledenes* ; GR ceinture noire d'église *gouriz cañv* / *armoryet*) **LED** coll.-enn-où : *ledennoù du*

(& Ph *lejennoù* & *lejennadoù amann...* *war ar bara*)

LITRON (19° - arg. > Tun. 19°<NK / gr λιτρον) *bilienn* f.-où, (arg. Chon – kil) *biou* (*char*) m.

LITSAM > **LITHAM** (لثام)

LITTERA (lat. > lettre *lizher* – ie / gr λίθος lithos : pierre - alluvionnaire & gaul.-celt. lic(c)a :

pierre > (*crom*)*lec'h* / *liga lie* & *Lia*, *Lilia*, irl *lia* : *stone* / *skriw* < gratter la pierre - Bergounieux) =

LITTÉRAIRE,-MENT (16° < litterarius lat. < litteræ (belles) lettres / *lizeradur* c1900 & *lizhiri* ;

C. *Leenn*, *lenn*) *lennegel* : une revue littéraire *ur gelaouenn lennegel*, & (adv.) *end-lennegel*

(Diwan), (n.) *lennegour* m.-ion f.1

LITTÉRAL,-AUX,-E,-MENT (15° < lat. – gall *llythrennog* & *fel y mae*, irl *liteartha*, basq *hitzez-*

hitz : *ger-ouzh-ger* ; GR *diouc'h al lizerenn*) = *arabeg literal*, (Mat.<JM) *lizherennel* & (adv.) >

end-lizherennel (& *lizherenneg* alphabet), & *ger ha ger*, *diwar ur skrid*

LITTÉRALITÉ (18° - à la lettre < lat. / littera) = *al literalite* (f.-où)

LITTÉRARITÉ (20° dér. / d'un texte) *lennouriezh* f.-où /-ite (f.-où)

LITTÉRATEUR,-TRICE (15° - péjor^t) *lenneger* m.-ion f.1 (R2 *lennegour* un littéraire &

écrivants *skriverien* / *skrivagnerien* & *skrivantour* écrivain public etc.)

LITTÉRATURE (12° < lat. : écriture > érudition – GR *gouizyeg^eez vras* ; v-br *len-* & C. *Leenn* vb

lire ; gall *llên*, *llynyddiaeth*, irl *litríocht* & basq. > *literatura* / *elerti*, *idazlanak* lettres, *lizhiri kaer*

belles lettres) *lennegzh* f.-ioù : *lennegzh an 20^{ved}* (*kantved*), (ès lettres *autreek en lizeradur* 1900)

lizheradur m.-ioù ('littérature grise' *louet*) : *al lizheradur skrivet war an traou-se...* Et tout le reste est littérature (Verlaine) *Hag ar peb-all, lizheradur all !* (cf. T / Go adage - *bordiz all, bordiz fall !*)

LITTORAL,-AUX,-E (18° < lat. – litus / v-br-gall *let-* & *ledenes* NL / *Lety* – gaul.-celt. are-morici gl V 5° ante marini & gall *arfor-dir*) **ARVOR** m.-ioù (NL-NF) : *brezhoneg an Arvor, an Arvor-izel* (NL Plouézec Larmor-izel & *aod* côte) ; hab^t du littoral **ARVORIAD** m. *Arvoris* /-iz*°, *Arvorizion* (*Argoadis* / *Gorreis* & *Menechard-ed* Li<YR / NF Le Ménéec & NL *Menez* - Méné 22)

LITTORINE (19° : bigorneau - AGB n° 60 Tu 7pt / *bigornenn du* & *bigoulenn, kouchou-enn*) *bilgod an Arvor* coll.-enn & *bilgodenn du* (*bilgodenn, milgodenn* !...)

LITTRÉ (NF / lettré – Rob. NP & cf. NF-NL Laennec) =

LITUANIE (NL < NR) *Lituani(a)* : *Bro Lituania*

LITUANIEN,-NE (ad.) *lituanian* m.-ed f.1 & (lang.) *lituaneg* m. /-ek (ad.)

LITURGIE (16° lat.médiéval < gr λειτουργία < λαός & ἔργον peuple & oeuvre / culte ; gaul.-celt. litu- : Litu-mari jour de grande fête, v-irl *lith* : *augur*, v-br *lit-* & *dalitoc* bon augure NF Dalidec, Lidec Ph & gall *llid* / *lid al loar* Ph) *liderezh* m.-où & *liturgiezh* f.-où

LITURGIQUE (18° - irl *liotúirgeach* / v-br *litoc*) **LIDEG** (NF Le Lidec) /-EK* & air liturgique > (hum^t Li<YR) "Tu m'as fait venir ici, *meï* ; tu me paieras mes pas, *mea*" (*emezañ/-zi*)

LIURE (16° < ligatura lat. ; C. 'funyenn fune') **FUNIENN** f.-où : *stagañ ar garg gant ur funienn* (Ph / *fun* - fune < lat. & *funiell* - cf. VBF<PT *ardant* - *dindan ar c'harr*)

LIVARDE (18° Mar. / neerl.) **LIVARD** m. /-enn f.-où

LIVAROT (NL Calvados - gallo-romain > fromage) = *un tamm livaro'*

LIVE (1 - TV angl. / gall *byw* : *bew*, basq *zuzen* ETB en direct) *abadenn* « live » / *tele WAR-EEUN* « LIVE » (2 - gallo) > **LIVRE** (tous sens)

LIVÈCHE (14° < lat. popul. - plante ; C. *liueg*, GR *maceroun*) = *livech*, & *mas^seron* (m.-où)

LIVEDO (Med. – lat. / NL-NF Brélivet & / Bré & livet : *livedou*) =

LIVERDUN (NL 54 < NP & gaul. *liuo-* > *lio-* couleur / duno- oppidum > fort & dune) > **DUN**

LIVET (Mar. / NL Lyvet - 22 < lat. libella) = **LIVE** m.-où (niveau & NL-NF Brélivet < v-br *liuuet* = *lived* m-gall 'host, nation' - symbole de la 'flamme' & cf. Saint-Elivet NL chapelle à Lannion)

LIVIDE (14° < lat.-us bleuâtre ; GR *disliv(et), distroncquet* & vb / *qemeret ul liou plomm*) **LIVET-FALL** (Ph vb 2 *livet-fallaat* & *dourlivet, drouglivet* blême, *morliwet* have - W<Heneu-GB & *distronk* /-et blafard, *fes^sonet fall, staenet he fas*), (appr^t – v-br) **GLAS** (Ph parf. /glas/ & Prl / *triSt*)

LIVIDITÉ (14° < lat. ; GR *dislivadur, distroncquadur, plommadur*) *dislivadur, morlivadur* m.-ioù : lividités cadavériques *morlivadur korf(où)-maro, LI(V) FALL* (*e kerc'henn ub*) m.-ioù / **GWENN-MARO** (trad. - Are) ; prendre une telle lividité (E<HH n.vb.) **LIVE(T)FALLAat***

LIVING-ROOM (20° angl. / gall *y lolfa*, irl *seomra teaghlaigh* /s'omrə 'tail'əx/) = *al living (room)*

LIVOYE (NL 50 < L'Ivoy - iuos gaul. > if & iuetum) =

LIVRABLE (14° - ex. farine - anc^t : *bleud*) **PORTEZ**

LIVRAISON (17° ; GR *livradur-ez, roadur*) **PORTEZ** m. (& n.vb) ; (envoi) **KAS^sADENN** f.-où (& n.vb. / *kas, livrañ, porte(z)al - bleud / bara...* ; à la livraison *pa vo kas^set / livret, portezet*

LIVRE (1 - 11° < liber lat. : écorce à écrire / littera & scr- > v-br *librou* & v-irl *lebor* > *leabhar* /l'aur/, corn *levar* gall *llyfr* : *book* / gr βιβλος, βιβλίον > Bible etc. ; C. *Leffi*; GR *levr* / *leor-you* : *levr-scriid* à la main / imprimé *levr moulet* & *ur c'hemperyad, al levryou sacr* & الكتاب *l-ktâb* pl *ktoub* & vb écrire, pp *mektoub* > la destinée ! - (c'est) écrit !, NL *Koutoubia* – ALBB n° 428 *leor* / *levr* / *livr-eù* & *an eil eurioù / eurieier* pl L 1900 & Lu<JR) **LEVR** / **LEOR** m.-ioù & *lev'eier* (Ph/E *leverioù* / **LIVR** m.-où var. Wu *Livr el labourer*) : *le(v)rioù kozh, ul levr godell, he levr oferenn, ur bern levreier 'feus du-se ?* (Ph / *Levr Doue a lenne un tamm bemdez : ar Bibl* – Protest. Guilly Pll), (livre d'heures) **EURIOÙ** m.: *un eurioù* (pl.) *ureier* (& *levrenn livret, levriad binioù 'levriatte'* & feuillet de ruminants / *deizlevr, dornlevr*)

LIVRE (2 - 10° < libra lat. : livre romaine / gr λίτρα *litra* ; C. *liffi*; GR *livr-ou* : *ul livr qeres*, 2 l. *eiz real*, 3000 l. *mil scoëd*, livre parisis *ul livr parisis so pemp real / livr tournès : pevar real* livre tournois / mesure) **LIVR** > **LIUR** m.-ioù : *daou liur gig /liur/ & /liyr/* (Ph usu^t / 1k), (contenu) **LIVRAD** / **LIURIAD** m.-où, mille livres **MILIER** : *tri milier ed*, environ 50 livres *war-ventez un hanter-rennad* (T<JG), (monnaie > franc) **LUR** m.-ion,-ioù : *tri mil lur (kosh* – Ph centime / *un euro*

zo 6,66 lur), trois à la livre *tri da livr* (T<JG) ; la livre sterling *al lur saoz* & (anc^t 19°-20°) *kantlurien ha millurien* (anciens billets ou pièces de cent ou mille francs)

LIVRÉE (13° < vb livrer ; C. *liure*, GR *liffrae-ou* : *dougen al liffræ* porter la livrée & *liffraeou melen, ruz*) *LIFRE / LIVRE* m.-où (*lakijen*) & *e libré cocher* (L 1900) / *livretoù* (Wi<PYK)

LIVRER (11° < liberare lat. / liber ; C. *liuraff* = *reiff*, GR *livra ur varc'hadourez, rei alc'huezou an ty* & livrer l'assaut *rei an açzailh*) *LIVRañ,-iñ* : *kezeg da livrañ*, ils nous ont livrés (m-br 16°) *livret o deus ac'hanomp*, (livraison) *KAS^s* (*marc'hadourezh & ud da ub*) ; (pain & jadis blé etc.) *PORTEZal* (*bara - Lu-Ph portéal ed*) ; se livrer *EN EM REIÑ* : il ne se livre pas *n'en em ro ket* (T<JG & cf. *Ph gwerzhañ ub*), se faire livrer *TENNiñ* (*traoù a Baris W<LH*) & *lakat degas^s* (*ud*)

LIVRESQUE (16°) : breton livresque *brezhoneg al levreier* (& *hini paper*) / *brezhoneg bras* (& *brezhoneg beleg* breton "mixte" de curé / lat. & frç, de chaire - tonitruant < FM *brezhoneg kador / brezhoneg chimik* breton artificiel / néo-breton etc.)

LIVRET (13° dim. ; GR *levricq, levryouigou*) *LEVRIG / LEORIG* m.-où : livret de famille... *levrig familh, skol, soudard, levriouigou an Ofis* (& *levrenn* volume /-ig-où fascicule-s)

LIVREUR,-SE (14° agent ; C.) *PORTEZER / PORTE(Z)OUR* m.-ien,-ion f.1 : livreur de pain (Lu<JR) *er porteher / portéour bleud* (*gwechall*)

LIXIVIATION (17° < lat. / gaul. / ALBB n° 48 & NALBB n° 464 - *al*) *LIJAOUiÑ*

LIZERNE (NR Valais < Yserna 14° gaul. isara - NR : impétueuse = Isar, Isère, Yser / l'Hyères Ph & le Yar - Ti - *Ster Īer, Yar...*) =

LIZERAY (NL 38, Luzeret gaul.-celt. glisa, gliso(marga) > glaise) =

LIZEROLLES (NL 02 gaul. glisa : glaise) =

LIZIÈRES (NL Creuse gaul. glisomarga : marne argileuse blanche - D.) =

LIZILDRI (NL Plouguiel T / NR Jaudy & *lis-* : *Liscoed*) = *LIZILDRI* (*Priel*)

LIZINES (NL 77 gaul. glisa : glaise - Internet) =

LIZIO (NL - 56 / pl. & chapelle du Lisou - v-br-gall-irl *lis* & *lisso* gaul.-celt. / Senlis) *LIZIO(Û)* : *al Lizioⁱ*

LLANOS (19° Géo. < esp *llano* pl. - plaine herbeuse / *plaen-enn-ou* - basq *zelai(a)* & NL *Oiarzuneko Zelaia*) =

LLOYD (19° < NP & prén.<gall *llwyd* = *loued* gris - C. *loet* NF Louet & Kerlouet Ph, Ty louet & Elouet - NF & var.) = *ar bank Lloyd*

LOADER (20° Mar. < angl. - gall *llwythwr* & v-br *loit-* > *leizh* / *Leizour*) =

LOB (19° Tennis angl. < cricket / lourdaud - gall = *lob criced, tennis*) =

LOBBY (19° US angl. : couloir du pouvoir & cf. *Corridors of power* - gall *porth* = *porzh / trepas*) = *lobby an arc'hant bras* m.-où (*lobiù*)

LOBBYING = *ober lobbying* (*hardî* !)

LOBBYISME > **LOBBYING**

LOBBYISTE = *lobbyisted* (m.-ed f.1)

LOBE (14° < gr *λοβός* lobos ; gall > *llob, bog na cluaise* irl : *boug(enn) ar skouarn* ; GR *lost* & *qicq, tener ar scouarn*) *FLIP* m.-où (& coll.-enn-ou / *flibenn-ou*) : *flip ar skouarn* (cf. T *tu diflip ur skaon* bout du banc qui se soulève), *LOST ar skouarn, tener ar skouarn & palast'enn ar skouarn* f.-où (Wi<PYK/Wu<Drean *papillhotou* & Ph-T *lo(v)rgen* oreillette ; v-br, C. *Tricombout / combot* & NF *Combot*)

LOBÉ,-E (18° / C.) *KOMBODET* : *delioù kombodet*

LOBER (19° Sport / lob) *ober lob* (cf. / Ph *LOPATA, LOPETA / LOP-* vb 2 taper & gallo « lober » : laisser sortir la langue de la bouche > *dideota*)

LOBOTOMIE (20° Med. < gr *λοβός*) *lobotomiezh* f.-où

LOBOTOMISER (20° Med. - vb > pp) *lobotomizet*

LOBULE (17° dim.) *FLIPEZENN* f.-où ; de graisse *DAOULAGAD* m.-où (*drujennegezh L / Ph druoni - war ar soubenn & lagadoù druzoni*)

LOBULÉ,-E (19° Med. - pp) *FLIPEZENNET*

LOBULEUX,-SE (19° Med.) > *flipezennaouet*

LOC (1 - NL & Le Loc < locus lat. - ie / celtibère Lokan : chemin du Loc - Plouha & chapelle du

Loc - Pluzunet ; v-br *loc* & *loch menech* NL Locmaria - lieu consacré à Marie, Locminé *Logune'h* & GR Loc-Dieu église d'hôpital *lo(c-)Doüe, ty-Doüe* = *al LOG* (m.-où /-ell, -enn f.-où)

« **LOC** » (2 - arg. Brest : pl. "loc" & les 'locs / allocs, allocations familiales etc.) *SIKOUR* m.-ioù > les locs *ar chikouriou*

LOCAL,-E,-MENT (14° < localis bas lat. & locus / gr τόπος topos, topoi pl. ; loga gaul.-celt. & gallo-gr ΛOKAN Acc. /logan/ & tombe PYL 76 & D 174, & le- : lieu – ie / gaul.-celt. S3 leg-as-it *lakas-hañ* ; v-br-gall *le* & *loc(h)-*, *Loc-* : *Lochrist, Locmaria, Lokeltas*, GR *lec'haër, eus al lec'h* : *custum lec'haër & ul lec'h, ur c'hanton* – gall *lleol*, irl *logánta*) *lec'hel* : istor *lec'hel* / *LEC'H-MAÑ-LEC'H* : *traoù lec'h-mañ-lec'h, (c'hoarvezet) LEC'H PE LEC'H / neblec'h* (ALBB n° 424 & *neptu, tu pe du / tu ebet*) & radios locales *radiooù bro*, les locales *keleier ar vro* (F3), *dañsoù bro* ; localement *A-LEC'HIEUNNOÙ* (Ph / L *lec'hchennou*) '*lec'hiennoù* '*vez implijet* (Ph ça s'emploie localement & *a-blas^s(enn)où, a-dakadoù, a-dakajoù, a-gornadoù* W) & (adv. Mat.<JM) > « *end-lokal* » ; (n. : un local) *LEC'H* m.-ioù & *lec'hiennoù* : des locaux pour se retrouver entre eux *lec'hiennoù d'en em gaout 'sam's* (Ph) / *TI* m.-ez /'tie/ T /-er (NL Costyr Carhaix) : *ti kozh Ar Falz er Marc'hallac'h / er ru hir & log(ad)* m.-où (AB / *log, loch, logell, logenn / lokenn* & NL *al Log*) = *lokal ebet c'hoazh* (SNSM L<F3 & Mat.<JM anneau local = *un anell lokal*) ; (pl. : les locaux, le local de l'étape F3 *locals* angl. – gall *lleol* / NALBB n° 005) /-IS^e : *ko(u)ntreis, teroueris /-iz*^o* (L) : les locaux et les touristes (Vieilles Charrues) *brois ha touristed (an Erer Kozh)* & (angl. GB *his local - pub* : bistrot du coin *ostaleri an dro* & bistrot isolé de campagne Pgt KL *trapig* m.-où)

LOCALIER (20° / GR) *lec'h(a)er* m.-ion (*kazetenner al lec'h-mañ 'l lec'h*) f.1

LOCALISABLE (19° - *hag*) *a c'haller lec'henniñ*

LOCALISATEUR,-TRICE (20°) *lec'hier* m.-ion f.1

LOCALISATION (19° dér.) *lec'hiezh* m.-ioù (& *lec'hiadur* m.-ioù – Diwan > situation / n.vb.) ; (une localisation – MM *lehiadenn^o*) *lec'hiadenn* f.-où

LOCALISÉ,-E (pp / trad. *Barzaz-Breiz* 19° *Ar Bugel leac'hiet*) *LEC'HIET* / (Mat.<FM) *lokalise^e*

LOCALISER (18° < local – gaul.-celt. vb KARNITU gl locauit & statue pp : placé & élevé = *karnet / Karn* NL & Kergarn Carnoët / Carnac etc. - D. ; gall *lleoli* : *localize* / irl *loc*) *LEC'Hiañ,-iñ* (W & rebouter = *aos* Ph) / *LEC'HIEUNNiñ*, (se localiser à un emplacement donné / *bezin* L<MM) *TAKADañ* : *eno e chom da dakada^o*

LOCALITÉ (16° - gall *lle* & *ardal* : *locality*) *LEC'HIEUNNOÙ* pl., (village) *KERADENN* f.-où (cf. NL *Keryado* & *bourc'hadenn, takad-kêr, tu eus kêr, penn all a gêr / Penkêr* & Panquer - Pléguien, Plestin, Plouha & Sainte-Croix Guingamp - extrémité de la ville...)

LOCANTE (GR petit louage *pennty-ès*) *PENNTI* m.-er /-ez

LOCARN (NL Ku – NALBB n° 78 < trève Loc-Karn 17° & *sant Hern(in) / Hern*) = *LOKARN*

LOCATAIRE (15° < locare vb ; GR *fermeur, feurmour & camprer* – *e pennty* NALBB n° 274-5 *fermier & syn.* - notes L-Ti *lokatur & lokitour*) *FEURMOUR, LOKITOUR* m.-ien f.1 (& *kamprer* (sous-) locataire / *kamprour* - Ph & Y.Gow) ; locataire (de...) *DINDAN an aotrou R... ema* (T<JG)

LOCATEUR,-TRICE (16° < lat.) *LOUACHER* m.-ien f.1 (K<Y.Gow)

LOCATIF,-VE (17° - prix *prizioù*) *LOUACH* ; (Gram.) = *al lokativ* m.-où / *an dro lec'hiañ* (f.)

LOCATION (13° < lat.) *FEURM* m.-où, & n.vb. : *ar feurmiñ tier-hañv*, en location *e(n) feurm* (Ku /in/ - *in feurm oant ganin & in feurm* - Go<KC) ; location vente (ar) *feurmiñ gwerzhiñ*, (louage) *LOUACH* m.-où & (terre, champ) en location (*douar, park*) *a-feurm & àr feurm genin* (Wi<FL) & en location "avec" q^{um} *gant ar Bihan ema (ar park* – T<JG)

LOC BRÉVALAIRE (NL< NP *Bre ualatr* v-br *atir* : père – ie / Pater, Vater...) *LOK-BREVALAER* > *LOPRE* (Li)

LOCH (1 - 18° < *log* neerl. & angl. : bûche – gall *cyff & bongyff* - NL Bongoat T / *lôg* : *log-book*) *log / LOK* m.-où) : *Pa z ez da Vro-Zaoz, lak al lok er meaz* (Li<YR)

LOCH (2 - NL Loch Ness /loh\ɣ/ < NR / Lough Corrib irl. /luh\ɣ/ – gaul.-celt. locu- & Penne-loco NL bout du Léman / v-irl *Cenn-loco* & gall *lloch, llwch & llyn, Llyn Llydaw...*) = *Loc'h Ness* (& NL *Helloc'h Bourbriac, Kerloc'h* > NF & *al Loc'h* NL Ki & Ku > NF, *Kerloho* 22 gallo & *Lohou*)

LOCH (3 - bretonnisme 'loche' : abri ex. 'dans ton loch là !') > *LOCH* m.-où (& NL Loch koukou)

LOC EGUINER (NL - Lu / 21° nouvelles communes) *LOGEGINER PLOUZIRI* > *LOGIG* /

LOGEGINER SANT-TEGONEG >LOGI

LOC-ENVEL (NL T Locquenmel v-br *Uinmael*) **LOKENVEL** /lo'kenvəl/ & (hab.<F3) *re Lokenvel*
LOCENVELOIS,-E (cf. NP Envel,-a - hab.-is^e) *Lok-Enveliz**

« **LOCHARDOU** » (gallo) > LOCHE

LOCHE (12° < gaul. - f. - leuca / leuco- : brillant PYL 197 / gr λευκός & leuco- ; D 169 leucet- : éclair *luc'h(ed)* ALBB n° 438 & NF Lerluffédec Ku / Icht. AGB n° 249 loche blanche *lochenn venn* Ki / *loullig* & *tako loch* / *mourlogodenn* & loche noire Li *kalpan du* / *mourlogodenn zu* - Conc. ; GR poisson *blontecg*, pl. *lochedigou*) **LO(Ñ)CH** m.-ed /-enn pl *lochad* ; loche de mer **KALPAN** coll.-enn (L & algue *Fucus serratus* / *Rhodomenia palmata KERLUS* coll.) ; (limace grise – GR *melc'huëdennig-ou*) *melc'hwed gwenn* coll.-enn *wenn* (T<JG & gras comme une loche > *lard evel ur vlonegenn* & Pll *lard evel ur go^z, lard-toaz** & cf. Ph *bioù lard* fig. / gallo « lochardou » : gluant, « lochon » : vâiron *loch-ed*)

LOCHER (18° < frq - Rob. & gallo = gaul.er) **PEURHEJal** (*ar we'nn graoñ* – usu^l Ph)

LOCHES (NL 37 < gaul. leuco- : brillant / blanc...) =

« **LOCHON** » (gallo - augm.) > LOCHE

« **LOCHU,-E** » (gallo : gras, gros / « pas lochu » mal remis de maladie, d'opération *ban = gwan*, & *dihet bepred !* - Ph)

LOCK-OUT (& *lockout* 19° < angl. : exclure / "enfermé dehors" à clé – gall *clo* : *klaou-*, *klavet*, irl *frithdhúnach* /'fʀi'yu:nəx/) *ur lock-out* (YD)

LOCK-OUTER (20° & *lockouter* < angl. – gall *cadw gweithwyr o'u gwaith*, irl *dún* : (to) *shut* / Big-Ki *klaouiet* & *hemolc'h ub* Ku<YG) = *lock-out(et)*

LOCMALO (NL 56 < Malo v-br *mach-lou* - garant & lux / gael. (fils de) Lugus – Prl /*lomahlow* / & cf. NP & NL div. Saint-Malo *Sant-Malo^u* - anc.diocèse de Saint-Malo 22-35-56, Malo-les-bains / Dunkerque etc.) *Lomac'hloù* / *Lokmalo*

LOCMARIA (NL - lieu consacré à Marie / m-br 16° *Tremenuan an ytron Maria* ; GR *Lomaria*)
LOKMARIA (-**BERRIEN** /-**PLOUZANE** – Ph > *Lo'maria* & *Lo'maria Plouvagor* / *Lomikel* NL Locmaria-Berrien)

LOCMARIAQUER (56) **LOKMARIA-KAER** /*lomajakè:r/* (baronnie de Kaër - Morbihan & /logV)

LOCMARIAQUÉROIS,-E (hab.-is^e - pl. W<LG - hab.-iz*) *Lokmariakaeriz**

LOCMARISTE (hab.-is^e - pl. - ex .Locmaria Belle-Île-en-mer) **LOKMARIIZ***

LOCMÉLAR (29 - 17° Mocmelar / Magloire) **LOKMELAR** /-**MOELAR** (var. L)

LOCMÉLARIEN,-NE (hab.-is^e - pl.) *Logmelariz**

LOCMINÉ (NL 56 – Loc menech 1108 v-br *loch menech* & GR / NF Lominé) = *Lokmenec'h* / **LOGUNEH** (& NALBB pt 160 n° 006 *kanton Logonec'h* / *lāgoneh/* - Naizin & *logone^h* / Wu)

LOCMINOIS,-E (hab.-is^e - pl. - canton / Naizin *potred Nein* & *paotred Logone'h* / *Logunehiz**

LOCMIQUÉLIC (NL 56 / île saint Michel de *Tanguethen* v-br NP) **LOKMIKAELIG** (dim. / *Mikael* & cf. Saint-Michel 22 *Lo'mikael an Traezh*, *Lo'mikael Gwengamp*, *Lo'maria* Lomiquel - Locmaria-Berrien & *Mik'el* Saint-Michel Tregornan en Glomel - hab. /-iz* & surn. 'Minaouhets' / bateaux de Riantec & "*fri minaoued*" C. *Menaouet* > *minaoued* alêne C. *Menauet*)

LOCMIQUÉLICAIN,-E (hab.-is^e - pl. / surn. "les Minahouêts" / **MINAOUED**) **LOKMIKAELIZ***

LOCO (1) > **LOCOMOTIVE** (fam^l / "cheval de feu" < Jésuites & usu^l) **MARC'H-DU** m.-où-du

LOCO (2 - arg. : alcool / esp *loco* fou & basq *zoro* / *zozo*) = **LOKO** : *ur banne loko, c'hwi zo loko* (*mezw* / *loco* - esp.) ! & *fourmaj-loko* (Ki<BTP : sperme "d'homme")

LOCO- (3 - Ablatif - lat. < locus) = *loko-* & *loko'* une loco (locomotive / enf.<HB onom. > *boutasacha* & hum^l - petit train Carhaix-Morlaix Pll<PM *heurt 'ta Pipi dalc'h 'ta Jakez* !)

LOCOAL (NL 56 Locoal-Mendon 11° Locus Sancti Guitali & Sanctus Gudualus 14° > Gudwal & Gwal – *Oab* / *Gwal*) **LOKOAL** & *Lokoal-Mendon*

LOCOALO-MENDONNAIS (hab.-is^e - Locoal rattachée à Mendon en 1802-4 par Napoléon - *Men* & *don*) *Lokoaliz* / *Mendoniz**

LOCOMOBILE (19° & cf. NALBB n° 304-5 batteuse) **BAPEUR** f.-ioù : *ur vapeur* (T<JG-Go)

LOCOMOTEUR,-TRICE (17°) *keflusker* / *kev-* m.-ion f.1

LOCOMOTIF,-VE (16° < bas lat. - C. *Queulusq-*) **KEFLUSK** / **KEVLUSK**

LOCOMOTION (18° < motio lat. ; v-br *luscou* & C. *queulusq / que(ff)lusq, quefflusquiff*)
KEFLUSK / KEVLUSK m.-où (& vb-iñ se mouvoir / *dilec'hiañ & diblas^s, bale-divale*)

LOCOMOTIVE (19° < ad. & dim. > loco – motrice < méton. 19° / ‘cheval de fer’ Indiens -
d'après Jésuites de la Propagation de la Foi) **MARC'H-DU** m.-où, (locotractrice) **STLEJEREZ** f.1,
(locomobile, machine à battre, navire - vapeur) **BAPEUR** f.-ion : *ar vapeur & (ar) bouta-sacha*
(T<JG onom.)

LOCQUÉMEAU (NL T < NP *sant Kemo* & gall *Kemmu* frère de Cadoc BT) **LOKEMO**
(commune T / JG *Tredrêz-Lokemo*, hab.-iz* : *Lokemoiz* & Tredreziz** / Trédrezien.ne.s)

LOCQUIREC (T 29 / *sant C'hireg, Perros-Gireg*) **LOKIREG** (hab.-iz < F.Lay)

LOCQUIRECOIS,-E (hab.-is^e - pl. & Bilzig F.Lay) **LOKIREGIZ***

LOCRONAN (NL 29 – GR Loc-Renan *Locornan Coat-Neved*) **LOKORN** (*Lokornan - Koad-Neved*
/ *Lokournan* L Saint-Renan, 'St'R'nan' & Laurenan, St-René - Hillion 22 / lég. *sant Ronan*)

LOCRONANAIS,-E (hab.-is^e - pl.) **LOKORNIZ*** & *tud Lokorn*

LOCTIVY (NL Saint-Pierre Quiberon) **LOTIWI** : *E yan da Lotiwi / da weled gwennili* (rim.
Arv.Wu : Je m'en vais à Loctivy y voir les hirondelles)

LOCTUDISTE (hab.-is^e - pl. - NABLL n° 006 pt 122) *paotr(ed) Loktudi* (m.-ed) f.1

LOCTUDY (NL Ki / NP & cf. Tudec < v-br-gall *tut* - île-Tudy *Enes-Tudi*) **LOKTUDI**

LOCUNOLÉ (NL 29S KW < Guérolé - 14° Locguenolay & *Tref Uuinguiri / Uuinualoe* v-br)
LOKUNOLE (& L *Lokenole* < *Gwenole* & St-Gué.)

LOCUNOLOIS,-E (hab.-is^e - pl. / *Lokis - Gwenole*) *Lokunoleiz**

LOCUS (Bio<lat. & genius loci – Gén. & pl. / v-br *loc-* & NL Loc- 9°) =

LOCUSTA (lat.) > **LOCUSTE**

LOCUSTE (12° Zool. / *locusta* : sauterelle verte & grillon < angl. / lat. > *legestr*) = *locusta*

LOCUSTELLE (fauvette - dim. / *jegig du fauvette noire*) **KEGIG** m.-ed

LOCUTEUR,-TRICE (20° locutor lat. < loqui vb - ie / v-br *comed* LF, C. *comps* & pp *locutus*)
KOMZER,-OUR m.-ion f.1 (Prl *kôjer & yezher / brezhoneger*)

LOCUTION (14° paroles ; GR *façzoun da barlant*, C. *comps doucc / hacr & comps ent foll, fur*)
KOMZENN f.-où (*Diwan & komjenn* - var. Are<GL / KW *kontenn / troienn & tro-lavar,*
la(va)radenn expression - LClerc c1900 *laradenno*)

LODDES (NL Allier 03 < gaul. luto- / sale *ludu*) =

LODEN (20° < all. : tissu) = *ur (vantell) loden*

LODES (NL 31 luto- gaul. : eau boueuse / *ludu*) =

LODÈVE (NL Hérault < Luteva / Luteua f. / gaul. luteuo- : ville du marais stagnant < gaul. luto-
dépôt de boue & cf. Lutèce / *ludu*, gall *lludw* – D. 178) =

LODS (12° /lo/ Droit féodal < *laudis* lat. ; GR lods et ventes *paeä al laudou ha ventou*) =

LËSS (all. < Suisse : meuble – terre / *lec'h-id* & var. - celt. / late) / *douar dous* m.-où

LOËX (NL Savoie & Suisse) > **LUËX**

LOF (12° < neerl *loef* ; GR *loff, aloff*) **LOF** m.-où (& *tu an avel, olavent* sous le vent / *ema diwar*
avel deomp / avel 'ziwar ar Releg...)

LOFER (18° Mar. ; GR *loffî* / F.Lay Ti 20° – Mar Li<YR *lofal,-i°*) **LOFal,-iñ** : *lofiñ dindan ar*
rizadennoù, & lof toud° ! (vb *alofiñ / aulofée*)

LOFT (20° < angl. – gall *loffî (tÿ)*) = *loft (ti)*, & *al Loft (e kembraeg)* & *lochta* - irl. / *ar C'haludy*
(*kaludi* m. Ko)

LOGARITHME (17° < lat.-gr *logos* & *arithmos* / v-br *nimer-* / gall *logarithm*, irl > *logartam*) =
logarithm integral m.-où & (dim. : log) = *log* (m.-où)

LOGARITHMIQUE (17° - gall-ig) = *logarithmik*

LOGE (12° < frq / all. *Laube* - v-br *loch* < lat. - locus ; C. *log*, GR *lojou*) **LOJ** m.-où : *al Lojou*
(NL Pll Le Lojou / cabane & Les Loges 22 gallo) **LOCH** m.-où : *loch botaouer an Uhelgoad, &*
loch glaouaer (Ph / T *Log* NL & *logoù, ched gîte, lab(ig)où* abris)

LOGEABLE (15° ; GR *logeapl*) **LOJAPL***

LOGÉAT (NF Ph *Lojéat /-ad*) : *Dede Lojeat*

LOGEMENT (17° ; GR *logeyz, logeryz* W – Ph) **LOJERIS^s** m.-où : *klask lojeriss, al lojerissoù*

kozh (Ph / Prl *loñjerus / lojeis logis*), (m-br) **LOJAMANT** m.-où, *lojamañchoù* (& Ph / oiseaux), (habitation) **CHOMAJ** m.-où /-achou : *daou chomaj* (T<JG / Ph *somachou* dépendances de ferme)

LOGGER (15° / 12° logier < loge ; C. *logaff* = *herberchyaff*, GR *logea en un ostaleri, ar beauryen, loget fall*) **LOJañ,-iñ,-o** : *lojañ an dud-se eno, pelec'h edo o lojañ ?*, *lojet fall & lojet koad el loch* (arg. 'logé' : repéré : *lojet int / roet bod & bodenn d'ar re-se*)

LOGETTE (14° ; GR *logicq & logellicq* – dim.) **LOJELL(IG)** f.-où / **LOCHIG** (*plouz*) m.-où

LOGEUR,-SE (15°- gall *lletywr / v-br* > NL *Lety, Letiez*) **LOJER,-our** m.-ion f.1 : *e lojerez**

LOGGIA (18° Archi. < it.) = *al loggia* (f.)

LOGICIEL,-LE (20° néol. < logiq- / software frangl. & gaul.-celt. mess- & mez, gall *medd- / pwyll*) = *lojis^siel* m.-où (& ad.), (gall *meddiant* : power) 'meziant' / *poellad* m.-où (*nevez*)

LOGICIEN,-NE (13° < logicus ; C. *logician*) = *lojis^sian* m.-ed f.1 & (dér.) *poellour* m.-ion f.1

LOGICO- (20° < lat.-gr *λογική*, *logikê* – gall *rhesym-/raefon-* C.) = *lojiko-*

-LOGIE (gr *logia* : théorie < *λόγος*, *logos*) = *logiezh* f.-où

LOGIQUE (13° < lat.-gr *λογική*, *logikê* < *λόγος*, *logos* ; C. *logic*, GR *al logicqa* : il fait sa logique *ez ma el logicqa, el logicqa ez study* – Sc. / Mat. & popul.) **LOJIK** ad. & n.-où : *be' lojik 'ta ! / POELL* m.-où (v-br-gall *poill* & irl *ciall* : *sense & loighic / retenue & lien* Ph-T *poell* : *den a boell & diboell, espoell / Pwyll vab Pryderi - Mabinogion - 14°*), (ad.) **POELLEK*** & *logiquement* (adv. – topic : si tout va) *mar'd a an traoù evel eo dleet...*

LOGIS (14° *logeys* <-is / *loger* ; GR *demeurançz, kær, ty* : *deut-hu d'ar gær, paatricq, & au logis en hon ty-ny, pe e lec'h ez ma ho ty / oc'h ober ber ho temeurançz* = Ph) **LOJEIS** m.-où : *ar feurm hag al lojeis* (Ph *logement lojeris^soù & penn-ti / penn-traoñ (an ti), ti-tan*) ; sans logis **DILLOJ** ; corps de logis (GR *corf ty*) *korf ti* : *ar c'horf-ti / an ti* ; maréchal des logis *marichal al lojeis* m.-ed (& cf. *kêr* > *e gêr / du-se, kêriad, digêriañ / diannezañ*)

LOGISTICIEN,-NE (20° / *poeller*) = *lojistis^sian* m.-ed f.1

LOGISTIQUE (16° < bas lat.-gr – Sc.) *poellerezh* m.-ioù ; (Milit. & État) = *al lojistik* (m.-où)

LOGITHÈQUE (20° / logiciels & suff.-thèque) > *lojaoueg* (f.-i,-où)

LOGNES (NL 77 < NP gaul.. – Rob. NP) =

LOG-NORMAL (Mat.<JM) = *log-normal*

LOGO (1 - 20° / gall *llun* < luna : lunule) *logo Breizh* (m.-ioù)

LOGO- (2 - gr *λόγος*, *logos* : discours, parole & théorie etc.) =

LOGOMACHIE (17° < gr *λογομαχία*, *logomakhia* - gaul.-celt. NL usu. *Condate* & v-br-gall *dadlou* : *logomachy / dael* – pl.) *daelou* (*al lapoused* – KL<YG & gaul.-celt. *labaro lavar*)

LAVAREREZH (**KAER** / Prl *barbotere'h*) m.-ioù

LOGONNA-DAOULAS (NL < Log- locus, NP Monna) = **LOGONNA DAOULAS** /-**DAOULAZ***

LOGONNA-QUIMERC'H (NL ex commune > Pont-de-Buis lès Quimerc'h 1965 - NALBB pt 97 *tud Kimerc'h*) **LOGONNA-KIMERC'H**

LOGONNAIS,-E (hab.-is^e - NALBB n° 006 pt 124 - *Logonna-Daoulas*) **LOGONNAIZ***

LOGORRHÉE (19° / *red-korf*) **RED LAVAR** m.-où (& *fouer g' e bluenn*)

LOGOS (gr *λόγος* / Philo. : parole & raison) = *al 'logos'* (m. /-oi - pl.)

LOG-TRANSFORMER (Mat.) = *log-trañsformiñ*

LOGO(TYPE) > **LOGO**

LOGRES (pays de Logres – Milun < lai de Marie de France 13°, gall *Loegr* > *Lloegr* : Angleterre - entre Humber & Severn - NR / Cymru & Domnonia) *Bro Loegr*

-LOGUE (gr < *λόγος* *logos*) /-*log* m.-ed (cf. Plz<Helias / Edgar Morin "*loged*" < *antropologed, sosiologed / logod*)

LOHÉAC (NL 56 gallo & NF v-br *Lohoiac* 11° Cart.Redon) **LOHEAG** (Ph législative 1936) *Lohéac ba'r zac'h ! (ne votez pas L. : à la poubelle ! / viv' Blum, Masson ban toull ! : dans l'urne !)*

« **LOHIÉ** » (gallo : corne de faucheur / *lohed* – E<PT syn. / *logell*) =

LOI (10° < *legem* lat. / *lex*, *legis* - ie *de- : v-irl *dedm* : *deddf* gall, gr *themis* < *θέμα* ; v-br gl *Reith* < gaul.-celt. *rextu-<ie* – gall *cyfraith*, irl *dlí*, *recht* : *law* ; C. *Laefenn* = *lèzenn* Ph, GR *lesenn-ou, reiz-ou / rez, lesenn Doüe, Moysès, al lesenn nevez, lesenn an ilis, hep na feiz na reiz* sans foi ni loi)

LEZENN f.-où : projet de loi *un danvez lezenn, lezennoù ar Republik* (& *lez'nou zod ! - Go<KC*),

*ul lezenn natur, tud a lezenn / den a lez**^o (W<GH) ; loi-cadre *pennlezenn*, loi-programme (1960) *lezenn-stur*, loi martiale *al lezenn vrezel* ; cela a force de loi *al lezenn eo (evel eo dle / dele, dleet)* ; sans foi ni loi *hep feiz na reizh / hemb fé na lezenn* (W<Bayon & reizh (le) droit, reizhenn norme ; loi coranique / islamique : la charia - voie - au sens banal ! الشريعة : əš-šari ʕ /šarja/ ar straed / an hent السمات əs-samt > azimut) & (monnaie : loi > aloi)

LOIN (11° < longus lat. / gaul.-celt. siros long *hir* & peli(gnon) : né loin / gr τήλε tête- & NP Télé-m-gall *pell(ynnig)*, v-br *pell, pellam, pelloch*, C. *pell a amser, pell so*, GR *pell & larcq* : *pell-bras, ur pellou bras & a bell da bell, a ziabell*) **PELL** (dim.-ig & *pellikoc'h* Ph = *pelloc'hig*) ad., m.-où : au loin *er pelloù (& en diabell / a-ziabell)*, *pell ema alemañ* (ça fait loin d'ici / est-ce loin ? *pell eo ? / pell ema-*), *pell diouzh kêr, n'emaint ket pell (& a bell - L<VF)*, vous allez trop loin *mont a rit re bell (ganti)*, le plus loin possible *pellañ ma c'haller mont & va plus loin kerzh pelloc'h ! (hiroc'h-ig, larkoc'h, pelloc'hig, pellikoc'h)*, *an eur eo pelloc'h* c'est l'heure à présent ; (pas bien loin & négatif) **A BELL** : *n'oufent ket bezañ aet a bell* (T<JG, Lu<VF), de loin **A-BELL** (*eus a-bell* venant - ou originaire - de loin), de loin en loin **A-BELL-DA-BELL** (T<JG *a van da van / merenn da goan*), loin de là ! **PELL AC'HANE**, ('ni près') **NA TOST** : *n'int ket kozh, na tost* (T & cf. hum^t pseudo *Abel Adost*) ; peu loin **PEUSPELL** (Ph / *peustost & damdost*) ; si loin **KE(H)ID-ALL / KEIT-SE** aussi loin & aussi loin (que) *hed ma ta* (Wi<FL) ; (arg. Chon<BTP : à dache) *loeñgis (eo)*

LOINTAIN,-E,-MENT (12° < lat. popul. ; C. *diabell* adv 'au loing' & GR *pell-bras, pell-meurbed, e pell-bro, d'ar broezyou pell* – KLT-Wi /pèl & /pé.l/ Wu) **DIABELL** ad. & m.-où : *broioù diabell, en diabell, & a-ziabell* ; tonnerre dans le lointain *gurun o krozal a-bell* (V.Seite < PhA), pays lointain (*aet da bell bro / vro (& pelloù pl. horizon lointain / diamen* W inaccessible)

LOIR (1 - 12° < lat < gliris = C. *hunegan* – gaul.-celt. & v-irl *sun* > *suan-* : *hun* – dim.) *hunegan*

m.-ed, **KOUSKER GO(U)AÑV** m.-ion (& rat des Alpes GR *lyr-ed* > *lir* lérot) ; dormant comme un loir *kousket evel ur broc'h*

LOIR (2 - NR) > **LOIRE**

LOIRE (NR & cf. Loir, Loiret & dér. Ligérien < dim. – gaul. liga : lie < lica : pierre dégradée & dépôt - ie leg- – NL Lia, Lilia, Liaven, irl *lia - stone*) *Liger & Al Liger Atlantel* (GR *rifyer / stær al Loêr*) ; Pays de (la) Loire (partie bretonne < Namnetes gaul.-celt. / *naoned*) **BRO NAONED**

LOIRÉ (NL 17 : Loiré-des-marais – gaul. liga : *lia*) =

LOIRET (1 - NR dim.-et) > **LOIRE**

LOIRET (2 - dim.-et / NF) > **LOIR**

LOISEL (NF < oisel, & gallo "ouéset / ouésiaoux" – cf. NF Pll & L : **LAPOUS / LABOUS**)

LOISELEUR (NF / Labous & Lapous) > **OISEL-**

LOISIBLE (14° < vb loisir ; v-br-gall *guar(i)-ma*, GR licite *ne deo qet permetet qemenze, a-lesir* – cf. ALBB n° 281 2pt+1 *àr ho koar-ig-ou* posément) **GWAR / GOAR** (W anc^t) ad. & m.-(-ig-où) : il m'est loisible *gwar din* (W & tout doucement *àr ma gwarigou*)

LOISIR (11° loisir vb < licere vb & pp licitus lat. ; m-br *guar hegarat & lesir* C. *lefir* > *lezirek** / *lizoureg* Ph / 'race de loisirs' (dixit Le Braz des Riou & Drézen !) ; GR *amser vacq, oüar* W & *arouarecq, dibres* & à votre loisir *pa dizo deoc'h*) **GWAR** (dim.-ig) m.-où : *àr ho kwar(igou - W) / (à loisir - Ph) WAR E BLIJADUR* : *gra war da blijadur, & labouriñ pe mont di war da blijadur* (Pll travailler & y aller ainsi / *diouzh c'hoant, war e blaen(der) - Tu & war e c'horregezh, war e naoñ* au ralenti) ; (pl.) **DIDU** m. (& Ph *diduamant / diduañs-où - syn. / diduell-où*) : *Levenez ha Didu* (club 3° âge), (pas) d'autre(s) loisir(s) que ça *ken didu(añs-où / diduamant) 'met hennezh !*

LOISIRER (néol. / m-br 16° *lesiraff*) > *lezirañ*

LOITZ (NL All. < Lutitia - gaul. luto- dépôt D 178 & Lutèce / *ludu* NL Lududu & Ludugris - Quimper & gall *lludw* : *ashes*)

LOKOU > **LO(U)KOU**

LOL ! (excl. < angl. / arg.texto international : Maroc etc. < *laugh(ing) out loud* : *c'hoarzhadeg !* mort de rire & gall *lol* rigolo & n.rev. hum.) = *ya lol ! / NAG ! (nag a fent ! - calq.)*, c'est pas des lol ! (Jul) *re wir eo !*

LOLITA (personnage < Nabokov – gall *lolyn* : *fool / loull(ig)* Go 'quel loull !') = *ur 'lolita'*

LOLLARD (angl. Hist. Lollard – gall > *Lolard* & *dilynwr Wyclif*) = *Lollarded* (pl.)

LOLLIER (NF Ph & Lolliéric, Lolierou - hypocoristiques / *Olier* Ph Ollivier NF & prén. Olivier) > an *OLÏER*

LOLO (16° / enf. : lait & sein – arg. Tun. 19°<NK) *jalez* < *jal-laezh* m. & (lang.kem. W) *JAL*, & *chelch* m. ; lolos (arg. : seins m.-où) > *LO(U)MMOU* (L pl. / *al lomm* Ph : *an tamm hag al lomm a zalc'h an nen en e blomm / al lomm heb an tamm a lak 'n nen da gaout lamm* : le solide et le liquide - adages & cf. Lolo < Laurent) > *Lor's* = *Lolo* (X)

LOLOTTE (prén. / Bécassine – cf. T<JG) *Louka*

LOMBAGO > **LUMBAGO**

LOMBAIRE (16° < lombes - lat. ; gaul.-celt. lexso- & *lespos / lespoch, posles*) *KROAZLEZ** f.-où (& duel lombes)

LOMBALGIE (20°) *DROUG KEIN* (& *droug dargreis^e*) m.-où

LOMBARD,-E (12° < germ. NP Longobardi) *LOMBARD* (NF) m.-ed f.1; (lang.) *lombardeg* m.-où

LOMBARDIE (NL It.) *Lombardia*

LOMBES (16° < lumbus lat. / rein – v-br *loenith* > *lo(u)nezh* rein / *lonigou* rognons Ph - & bassin) *DI'GROAJELL* duel *di^w- / diw'gr^wa:ʒəl /* (Pll<PM *div* groazell* < *kroas* & *kroazlez* < *lez* – gaul.-celt. lexso- : *lespos* > *lespoch* - T, *posles*) : *operet deus he di'grajell* (Ph opérée des deux hanches)

LOMBRIC (12° < lat. ; C. *buzug^eenn* 'buga' – ALBB n° 47) *BUZHUG* coll.-enn (var. Ki > *burug*) : *evel ur vuzhugenn* (Ph / *preñv-douar* vermisseau - conte Luzel 19°)

LOMENECH (NF 56 & var. / v-br *loch menech* gl locus monachorum, m-gall *mynachlog* = *mynachdy* NL *Manac'hti* & Le Manaty T / *Locmenech* Wu > Locminé *Logune'h* & var. - NALBB n° 006/160 Naizin : *Nein e kanton Logone'h*) = *G. Lomenec'h* (*soner*)

LOMINÉ (GR *Loc-meneh* & NF) > **LOCMINÉ**

LONDONIEN,-NE (NL < celt. *Lundein* – gall *Llundain* & *Caer-ludd*) *Londonian* ad. & m.-ed f.1

LONDRES (NL / angl. London) *LONDREZ* : *Ma Beaj Londrez* (JG 1910 / L 1900) *ar guéar vras a Londr e bro Saos* ; messages de Radio-Londres *Gwern-Aon zo naon / maquis* (de Guernaon Skr), *mab an aotrou zo sec'h evel ur skilhenn* (Pll<LL)

LONDRES (19° < esp. / NL : cigare) = *ul londrès*

LONG,-UE,-MENT (10° < longus lat. / temps ; gaul.-celt. *siros* > NL-NP Sireuil, v-irl *sír* > *síor* /s'i:r/ *ever*, v-br-corn-gall *hir* & NF Le Hir > Le Nir / v-br *locou* gall *llong* : *lestr* ; C. *hyr* / *hiraez*, GR *hir* & *hirbadus*, long dîner plaît *hir lein a blich, hir amser* & *pell, hed an deiz* & *hed-da-hed*) *HIR* (tous sens - /hi:r/ & /i:r/ L, /ç'i:r/ KW) : *blew^e hir, Dent Hir, unan hir e vrec'h*, en sachant long *hir e fri* (Prl), *hir(r)añ ma c'halle* (Ph), *ne oar ket hiroc'h* ; long (de 10 m / de longueur) *HED* m. : *ugent metr hed* (Ph & longueur *hireded, hirder / hirentez*), le long de la côte *a-hed an aod*, tout au long *hed ha hed* (*het-ha-het* Prl / *hed-da-hed*), de tout son long (m.) *en e hed & war e hed* (*war-hed lies metr, war-hed taol* & *war-hed tenn* à portée de pierre, de balle etc.), (tombé de tout son long) *a-hed e gorf* (& *a-stok-korf*), vb 2 (& faire tomber) *HETA* ; en long et en large *a-dreuz^e hag a-hed / a-hed hag a-dreuz* ; à la longue *dre hir amzer* (Ph-T<JG) ; une longue (GR) *notenn hir* (& *lostek*) f.-où ; l'île Longue *an Enes-hir* /s/ & longs instants *hirbredoù* (NL Hirbridou) ; long comme un jour sans pain *hir ha moan evel kloareg ar glao^o* ; si long *KE(H)IT* (*ha / keid-mañ, keit-se*), aussi long *KE(H)ID-ALL*, (dont deux choses) *KEIT-HA-KEIT** (*an eil hag egile / eben*) & longuement (adv. – *gortoz*) *hir amzer / pell amzer* longtemps ; capitaines au long cours (*kabiteined*) *a long cour* (Wu 19°) & long drink (franglais – gall *diod hir, llymaid hir / died & lommad hir*) =

LONGANE (chin. *long-yen / litchi*) = *long-yen*

LONGANIMITÉ (15° < lat. ; GR *hir-bacianted an Au. Doüe*) *HIRBAS^sIANTED* (f.)

LONG-COURRIER (19° / avions & cf. NP Courrier - du Finistère etc.) *KOURIE* m. : *ober ar c'hourie, gortoz ar c'hourie*

LONGE (12° < f. – gaul.-celt. *sentu - ie* / germ., lat.) *HENT* / (contenu & itinéraire etc.) *HENTAD* m.-où (Ph & *hentadenn* allonge, rallonge), (*PENN*)-*STAG* (Prl-Ph) m.-où-, *stegier* (*stejer*) / *SUGELL* f.-où,-eier (L paires / *sug* trait & pl. Ph *ar j'sujoù / al landenn-où da alañ bioù* Ph – cf. Longeville NL / Kerhir & Kerpenhir)

LONGE (12° / lombes v-br *loenith* / *loineth* ; GR de veau *lounez-y luë & loënnou, loinchou* / longe de porc) *MELL-KEIN* (Ph-Prl) m. : *un tamm mell-kein* (& du 'mell-kein' - bretonnisme

Carhaix Ph & Laniscat - Ku) / (lombes / reins – Li<YR *louanez / loenez, loenigou*) LO^ENEZHENN f.-où

LONGER (17°) HEDañ,-iñ : *hedañ ar mor*, (& se situant - *ema*) A-HED : *a-hed ar stêr ema e di*

LONGÈRE (18° Anjou - var. Prl *loñjurus* / Ph) LOÑJERIS m.-où

LONGERON (19° / long - C. *leuzr carr* : *limon / leur* 'area' v-br *lor*, irl *Lár*) LEURENN f.-où, *leurinier* : *an div leurenn* (Go<KC les deux longerons) & *al leurenn garr* (& *leur-karr* < *leuzr / kleür*, & *astellenn rallonge*)

LONGÉVITÉ (18° < bas lat. ; gaul.-celt. déesse Setlo-cenia < *saitlo*, v-irl *sír-saeglach* D 231 & LF v-br *hoitl*, C. *hoazl* & *hirhoazl(us)*, GR d'un grand âge *hir-hoazlus*) *hir-hoal / hir-oad* m.-où

LONGILIGNE (19°) HIR-MOAN (Ph / Prl *hir moén*, & *hirvoan*), (& cf. NL / Kerlouan) LOUANEG m.-ien & ad. /-EK*

LONGIS (GR *lent evel ar vaut* & un saint longis *evel an dall, mad da glasq ar maro*)

LONGITUDE (16° < lat. – gall *hydred, pellter*) HED m. & coll.-enn (Mat.<JM / *led(enn)* latitude)

LONGITUDINAL,-AUX,-E (14° < lat. – v-br *het nos, cehet* > *keit*, gall *cyhyd*, v-irl *sith*, C. *het*) A-HED (& *hed* : *hirded, hirder, hirentez*) & (Mat.<JM) « *hedennel* »

LONG-JOINTÉ,-E (17° - m.) SOUBL (*E DROAD*) : *re soubl eo ar marc'h*

LONGO- (NP Longo-uicium > Lanchester GB – celt. *longo-* : navire & v-br *locou / gall llong*) =

LONGTEMPS (16° / 10° long tems - v-br, m-br *hir & amser / pell*, GR *hir amser, pell amser & qéhyd amser* !, avant longtemps *qent pell* & NALBB n° 81) PELL (*AMZER* - dim. : *pellig amzer*) : *pell zo (bras & pellig a oa), a-barzh pell* (Ph & *araok pell, kent pell, han na vo pell / W en tazoù*), *ne oa ket pell a oa, abaoe pell zo, pell awalc'h, re bell amzer hon eus gortàet* & très longtemps *pell bras, pell pell, mil bell* ; le plus longtemps possible *pellañ ma c'hall(er)* ; (excl. / bien longtemps ! - *gortoz* > *ur*) PELLAD (Tu / Ph<JLS *ur penna'ig*) : *ur pellad 'oant bet !* ; il n'y a pas longtemps *n'eo ket kozh an amzer* (cf. Ph nous, on le pratiquait il y a bien longtemps *ni zo bet hag a rae*) ; aussi longtemps *ke(h)id-all (amzer)*, & (2 personnes etc.) *keit ha keit*, il n'y a pas si longtemps *n'eus ket keit-se (zo) / n'eo ket kozh an amzer (pa raed)*, je ne serai pas longtemps *ne vin ket keit-se* (Prl > *vein ce' cait-se / depuis longtemps W a-'oudi pell zo*) & (durée) longtemps entre les repas > *hired m.-où,-joù* (Laz Dp<PYK & Y.Gow & cf. NL Hirbridou - Carnoët)

LONGUE,-MENT > LONG

LONGUET,-TE (14° dim. & NF ; GR *hir[r]icq avoalc'h eo bet ar brezeg^eenn*) HIRIG /-IK : *hirig^e eo ar film* (Ph & *hirbad-us / hir ha padus - kaoz an arabadus* !)

LONGUEUR (12° / ad. - v-br *het, hir*, gall *hirder* : *length*) HIRDER m.-ioù / HIRDED f. (Prl) = HIRENTEZ f. : *ugent metr hirder, hirentez ma brec'h* (Ph), une certaine longueur HIRAD m.-où : *setu an hirad a faot / longue (chose) HIRADENN f.-où* ; (temps & attente > hâte) HIRNEZH f. : *hirnezh 'm eus* (& C. *hiraes* : *hiraesh / hiraeth* gall) ; (distance & de long) HED m. > A-HED : à longueur d'année *a-hed ar bloaz (e-pad ar bloaz /pada'bla:/ Ph toute l'année)*, sur une longueur (de) *ÀR-HED / WAR-HED* : *war-hed ur c'hilometr* ; de même longueur *ken ha ken hir & keit-ha-keit* ; traînant en longueur *hir mat / HIRVOUDUS* (vb *heniñ, hirvoudiñ* Ph s'ennuyer / *hirvoudaff* C. = *goelaff*) ; longueur d'ondes *hirder gwagennoù* ; patience et longueur de temps *hiraesh ha hirnezh*

LONGUE-VUE (19° / GR *lunedenn-ou*) = *ul lunedenn (hir-wel – Ph paire (ul) lunedoù & paires lunedeier - da welet pell / pellwel-erez°...)*

« **LONIE** » (gallo / « Lontine » : Léontine) > LÉONIE

« **LONLEÏSI** » (gallo) > « LEÏSI » (LOISIR)

LOO (angl. : WC < NL Waterloo – gall *ty bach / korn kled*) =

LOOCH (17° Med. < لعفة *la'uq* : *loaiad da lapat* vb لعق *lap-* & *lapig* NL ar *Feunteun Lapig* Ph) =

LOOFA, LUFFA (فول coll. : éponge végétale) =

LOOK (frangl. / gall *y d/trem* & vb *edrych / drec'h*, irl *dearc & amharc /aurk/*) > *dindan al look, al loukez* ! (hum¹ < YG)

LOOKER (arg. < angl. & verlan > keulou & keul) =

LOOPING (angl. – gall *dolen,-nu*) = *ober looping*

LOOS (NL Nord < locus lat.) =

LOOSE (angl. – gall *llac, llaes & rhydd*) > LÔSK (*LAOSK*)

LO(O)SE (arg. < angl. *(to) lose* > malchance / gall *colli*) & c'est la « loose » ! 'coll' 'ni e' ! (*KOLL AN HINI EO*) & *koll war goll* !

LOPE (19° pédé passif) *LOPAGN* ! m.-où (Ph/T<JG) *LOBA* ! (pédé *paotr ar pri, an douar melen*)

LOPÉREC (NL 29 - Loco Petroci 11° / *Per-eg*) *LOPEREG* : *Tro Lopereg (Menez Are)*

LOPERHET (NL 29 / Berhet NP Brigitte & irl.) *LOPERC'HED* : *radar Loperc'hed*

LOPESA, LOPSA (arg.-verlan) > **SALOPE**

LOPIN (14° < *lope* : morceau - 15° / loupe ? ; GR morceau *pez, tamm & felpenn* : *picqolou felpennou pezyou qicq, ur bastell vara*) & son lopin de terre e *DAMM(IG) douar* (T<JG & Ph *un tammig plas, tachennig da labourat douar / ur c'horniad eus parres P. & K tellad / douar-tell, tilli*)

LOPSA (arg.) > **LOPESA**

LOQUACE (18° < *loquax* lat. & vb *loqui* pp *locutus* ; gaul.-celt. su/labaro, v-irl *sulbair* > *soilbhir*, v-br *helabar*; gall *hylafar*) *HELAVAR* (L & éloquent / disert) *DISTAGELLET* : *un den distagellet* (Ph), (bavard < langue) *TEODEG* m.-ien f.1 ad. /-EK* (cf. T *litrezenn / lavariant* communicatif)

LOQUACITÉ (15°-18° < lat.) *TEODEGEZH* f.-ioù & *helavarded* f. (cf. Prl - *bochad - KÔJ g'ub*)

LOQUE (15° < neerl. = angl. *lock* mèche ; gaul.-celt. casses : tresses & NP *Tricasses* etc. – gall *cudyn* (*o wallt*) : *kudenn / kijenn vlew^e* & Belg. : loque de laine *kudennad (gloan) & pilhenn, truilhenn* / C. *habasq*, NF *Abasq*, *Labasque* < *he-bask* facile à nourrir) *LABASKENN / LABASTENN* f.-ed,-où (tous sens & ad. > *labask*) : *hounnezh zo ul labaskenn 'vat / labastenn* (Pll / Are) ; être en loques (habits) *LABASKENNañ,-iñ*

-**LOQUE** (*loqui* - lat. > *ventriologue* etc.)

LOQUÉFFRET (NL Are 14° *Locqueuret, Locquevret* v-br LF-*cobret* : *kevret*) *LOKEVRED / LOKEORED* (Are /lo'kéwrət/)

LOQUEFFRETOIS,-E (hab.-is^e) *Lokevrediz**

LOQUELTAS (NL / NP *G(w)eltas*) *LOKELTAS* (Li<YR & hab. : *Lokiz Gweltaz*°)

LOQUÉNOLÉ (NL - ecclesia *Guingaloci* / NP *Guénolé*) *LOKENOLE* (& loc^t *'Nokenole* /nolə/)

LOQUET (13° < m-neerl. / v-angl *lock* serrure – gall *clo* : *klaou* ; gaul.-celt. *prinni* & *prenne* gl V 5° *prenn dor / prenest, & potenn passe, serrure* ALBB n°165 ; C. *loquet* = GR *dricqed & clicqed, licqed, potenn-ou, loquet de bois prenn-ou dor / sparl* v-br – Li<YR) *LOK* m. : *torret 'peus al lok / LOKED, (K)LIKED* m.-où,-joù (Prl > *loced-où / kliked* clenche)

LOQUETEAU (17° dim.) *LIKEDENN* f.-où

LOQUETER (vb – Li<YR) *LOKad*° / *LOKEañ,-iñ* / *(K)LIKEDañ,-iñ* (Ph *prennañ* boucler une porte etc. & fermer à clé / *alc'hweañ* 'cléier', *klaouiañ* ferrer)

LOQUETEUX,-SE (16° < loque & angl. *lock*) *LABASKENNEG / LABASTENNEG* m.-ien f.1 (var. - ad.-EK* & *labask* Ph / NF *Abasq, Habask, Labasque* & var. – adage Ph) *an drezenn daoubenneg / 'ro lamm d'ar labaskenneg* (& *pilhaoueg, pilhenneg, truilhenneg, Pilhoù / Truilhoù*)

LORD (16° < angl. / gall *Yr Arglwydd* > 'Arloz' - calq. YO, irl *tiarna / tiern*) = *Chambre des Lords Kambr al Lored* (m.-ed) & *lord-maire* (*lord-mayor, irl ardmhéara*) = *aotrou* (*lord*) *maer*

LORDOSE (18° gr λόρδωσις *lordôsis* - courbure) *KEINBANT /-BANN* (*kazeg*) m. & ad.

LORDOSÉ (pp - ad. - *lordosé* / *ur jav añsellet* - W - *kezeg*) / *KEINBANN / KEINBANT*

LORETTE (19° < ND de *Lorette* – femme légère) *STRINKELL* f.-ed / *Loreta* : *Itron Varia Loreta*

LORGE (NP noble & château de *Lorge* 17° > *L'hermitage-Lorge* NL 22 / *Forêt – Coetrach* BT – NP / *orge* & NF *Lorgeré* 22, *Lorgeril* / NL *Orgères* 35 *Heizeg* – ALBB n. 310 *heiz* & Wu 1pt > *orj* / gall *haidd*, gaul.. : *sasia* / irl *eorna* /o:rnə/ : *barley* & cf. basq. *garagar* : *cebada* esp.)

LORGERIL (de *Lorgeril* – comte, NP Go-E : *Lanrodec, Plouagat* / *orge* Wu > *orj*) = *al Lorjeril*

LORGNER (17° < germ. / vb *guetter* **lur-* ; GR *sellet a dreuz, a gorn & lug^uerni ouc'h ur re*) *TARLUCHAñ,-iñ* : *paouez da darluchañ* ! (Ph-Go & 'tarlucher' - bretonnisme Go & un 'tarluch'), (q^{un}) *DISLUGERNiñ* (*ouzh ur plac'h*)

LORGNEUR,-SE (17° & NP) *TARLUCH* ad. & m.-ed (f.1)

LORGNETTE (18°) *lunedennig* f.-où

LORGNON (19°) *lunedenn fri* f.-où

LORI (18° < malais : *perroquet*) = *lori* (m.-ed)

LORIENT (NL < *L'Orient* 18°, NF 22) *AN ORIENT* & *en Orient* (hab. *Lorientais tud an Orient*)

« **LORIEÛ** » (gallo / prov.-oc auriol / or) > **LORIOT**
LORIO (1 - NL 83 & NF < oc auriol) > **LORIOT**
LORIOT (2 - 14° < l'oriot & prov. auriol < or) *ORIO* m.-ed (& *oriaoued* – loc^t goéland cf. AGB n° 345-7 / *glas-aour*) & *loriot* jaune *moualc'h aour* (trad. Ph<JLR), & NF *Loriot*.
LORIS (18° : primate < neerl *loeris*) = *loris* m.-ed
LORMEL (NF 22 / orm- & ormeau > NL) S^t-**LORMEL**
LORRAIN,-E (11° < lat. médiéval / Lotringen & cf. 18° J.Conan 'mesanloren' Metz-en-Lorraine)
LORREN : *al Lorren, Bro Lorren & lorren* ad. & m.-ed f.1 (& prén. / US < Lorraine)
LORRE (NF 22 gallo / l'or & Laur – v-br, m-br / *lore*...)
LORREZ (NL 77 : *Lorrez-le-Bocage* < *Laudradum* - gaul. / *lauto*(n) gl V 5° *balneo* / C. *louazr* auge > *LAOUER, LOUER*) =
LORRIS (NL < gaul. *lauto* gl V 5°) > **LORREZ**
LORRY (19° < angl. & NP *Laurie* / US *truck* – gall = *lori-au* pl. & *loris* pl HH) =
LORS (11° < ablatif lat. *illa hora* ; m-br *neuse*, Moeam sonnet 1553 / couronnement d'Henri IV *Lors vont danser - Nymphes hol Nymphennet an Bro Hac int dérzaouet oll da goroll voar é dro* ; GR *neuze, en amser-ze & d'an ampoënt ma dimezas*) *NEUZE* (alors & var. /-se : *neuse* > *neus'* & *neuzen* > *neu'n* Ph) & pour *lors a-benn neuze* (& *a-benn neuhe hag ac'hann di - e vo marvet meur a hini / a gi* - Y.V.Perrot Are - témoignage de Berrien 1985), dès *lors a-neuse, da-neuze*, depuis *lors a-ziwar neuzen* ; *lors de...* *DA VARE* (*koan, e goñje*) ; dès *lors que ADAL MA : adal ma ne bad ket* (& *adal na bado ket*) ; *lors même que HAG E* (*ve, vefe, vihe, vize / vije*) : *hag e ve / vefe gwir* (& *ha pa, na pa, na bezañ / bout, na pos^s e ve / possupl...*)
LORSQUE (15° < *lors que* – GR *pa vec'h en e dy / v-br pan* quand & puisque) = (A) *PA / A BA* : *lorsque nous y réfléchissons a pa soñjamp* (W), (*h)a pa oan paotr yaouank* (Dp & *a ba, a-ba / aba bec'has Adam* Ph depuis le péché originel), *lorsque son repas fut mangé a-benn 'oa debret koan / debret e goan gantañ*
LOS (16° < Cl.Marot 16° – laus lat. : louange) *meul* (m.)
LOSANGE (13° / gaul.-celt. & cf. NL *Lauzach* /^hak/ > prov.-oc *lausa* : pierre plate & *lauze*, esp *losa* carreau PYL 196 > gall *losin* =) *LOZANĀCH* m.-où (& *ilgroaz* quinconce)
LOSANGÉ,-E (12° / v-br LF *teselloc*) > *tesellog* /-ok*
LOSCOUËT (NL *Loscouët-sur-Meu* & le *Loscouët* > 'Locoué' gallo < *Losquoit* 15° & *Laucoet* : *lost-koed* BT & *los koed* / Gael & forêt, Ph *lost ar c'hoad / Penn-ar-c'hoad, Lostanlen* ; NL *Loscoat* Brest *LOSKOAD*) *LOSKOED*
LOSE (21° frangl. /lu.z/ : la *lose* totale < F2 & c'est trop la *lose* / lo(o)se – gall *coll / koll net*) = *ur c'holl net* !
LOSER (20° frangl. & 'looser' – gall *collwr*) = *kollour / LOUSER^e / LOUZER** (*traoù*) m.-ion f.1 (cf. T vb 'louser' - bretonnisme "jeunes" : "j'ai lousé ma chimie" - foiré mon exam) & (arg.Tun. 19° – appr.) *miñsoner* m.-ien
LO(S)NE (dial. : bras mort de rivière / gaul.-celt. *lutron* gl V 5° *balneo* : bain & C. *louazr* > *laouer / louer* auge & cf. *Lorrez* / NL 21 *Saint-Jean-de-Losne* anc^t *Latona* gaul.-celt. *lato-* : ardeur / plaine – D 167) =
LOSSE (NL *Landes* < *Losa uicus* gaul. *loxso-* : oblique, penché D 176, v-br *les* hanche > déhanché *lespos, posles*) =
LOSTRA (dial. Savoie < gaul. LF & « *loutra* » : airelle = myrtille / NL *Luzec*) *LUS* coll.-enn
LOT (12° < frq / alleu & *lot* angl. - all. *Los* & got. *hlauts* : sort / gall *rhan*, irl (*a*) *lán* ; C. *lot*, GR *lod-enn, dargn, qevrenn, rann : deuit va lod din*, le gros lot *al lodenn vras*) *LOD* m.-où (dim.-IG & *lodenn* portion, NL *Loden-nevez*, NF *Daouloudec* & Am.18° *un lot quelyen*) : *pepheni 'no e lod, lodoù bras, ma lod* (fig. : sort), *lod eured* part de gâteau & *lod ar pardon* (Ph > *lod* coll.-enn bonbons : *kemerit lod, ur lodenn 'fo?*), lot de consolation (*o*) *lodig* (*eus ar pardon*) ; (vente) *GWERZHADENN* f.-où : *ur werzhadenn blouz* & petit lot *marc'hadig koad* (Go<FP)
LOT (NL < NR l'Out 1201 - roman & roumain Olt, & NF) = *departamant al Lot*
LOTE (gaul. *lota* - Rob. & cf. *LOT*) > **LOTTE**
LOTÉRIE (16° / *loteria* it. – gall *hapchwarae*, irl *crannchur / prennenn* m-br & gaul.-celt. *prinni*)

laget / loudin ; GR *lodtiry-ou* **LOTIRI** f.-où ; quand il gagne à la loterie *pa oa bet o tenna* (T<JG & fig. *marc'had ar sac'h / c'hoari sac'h*, & *an hale-grap - neb a dap a dap !* foire d'empoigne fig.), (fig. < ancien jeu) **MIL HA KAZH** m. : *c'hoari mil-ha-kazh* (vers FK & *ober kazh e-lec'h ober mil* T<JG perdre au jeu) & le monde est une loterie *ar bed zo e krap / neb a dap a dap* (Ph & *foar an hale-grap / neb a dap a dap !*)

LOTH (NF – C. *Loth* / gaul. *lota* > *lote*, *lotte* / *boultous* Ki & *lot* E-W ad. bête / NP Joseph Loth) *lis^se Loth (Pondivi)*, & *mab Loth* (trad. - f. volante politiq. Joncour *Brenn-berr* 1932 *Rostren* : '*Hret e bezan dall a bouar / Petramand or ballot / Da gomparaji Kerouartz / Deuz an den savant Loth*' - fils de Joseph Loth, candidat des Radicaux à la députation 22 : 'Il faut être aveugle et sourd, ou bien un ballot, pour comparer le marquis - de Keroua' - au scientifique Loth!...)

LOTHEY (NL < s' *Tey sant Tei* - cf. J.Riou > NP *Lotea*) **LOTEI** : *bourc'h kozh Lotei (Landremel)*

LOTI,-E (17° pp : bien, mal loti) **LODET** (*mad, fall*), (bien loti) **LODENN** (ad.) : *te zo lodenn !* (T), mieux loti **A-WELL** : *n'omp ket bet 'well /vɛl/ Ph* / plus mal **A-WAZH** : *na bet 'wazh (Pll<PM)* ; (gallo "lotie" : part (d'héritage) **LODENNAD** f.-où

LOTIER (16° < lat. : lotier corniculé – trèfle cornu) *troad laboused* m.-où / *treid* (N.Yezou)

LOTION (14° < bas lat. / lavare – gall *golch-* / W ; GR lessive *couëz* & cf. NALBB n° 466 : lessive à l'ancienne) **KOUENZ (PENN)** m.-ioù,-joù (Ph)

LOTIONNER (19°) **KOUEZiañ,-iñ** : *koueziañ e benn dehañ* (T & lui passer un savon – fig.)

LOTIR (12° < lot ; GR *loda, lodenna & darnaoui, qeffranni*) **LODañ,-iñ** (Prl **LODein** / répartir) **LODENNañ** : *lodañ an dachenn (& an danvez etrezo o-zri)*

LOTISSEMENT (18° - tirage au sort n.vb. : *al*) **LODAÑ / LODENNIÑ** ; (un) **LODENN** f.-où : *lodenn Pennkêr, ober lodennoù, Lodenn Nevez* (NL trad. & lotissement Tonquédec), **LOTIS^SAMANT** m.-où,-chou (F3 / *kuchenn(ad) tiez* 19° Inisan **Emgann Kergidu**)

LOTISSEUR,-SE (20°) **LOD(ENN)ER** m.-ion f.1 (& NF Daoulodéc)

LOTO (1 - 18° < it. *lotto*) = **LOTO** m.-ioù (*Pederneg*) & jouer au loto *c'hoari loto* ; boules de loto (quinquets : yeux – arg.Tun. 19°<NK) *miratonio(ù)* - pl.

« **LOTO** » (2 - arg. beur l'auto *tomobil*, & *taksi / karûsa = karhaba* Tunis.) **OTO** f.-ioù,-otojou (L)

LOTOIS,-E (cf. Lot - hab. / Olt gaul.-celt. & roman : *unan*) *eus (departamant) al Lot*

LOT(T)E (16° - lotte de mer *Lophius puscatorius* ou baudroie - gallo-roman lot(t)a < gaul. Rob. & PYL 197 / lote de rivière - *Lota lota & loche* - Can. : poisson d'eau douce ; C. *Loth* NP & E-W *c'hwi zo lot* toi t'es con – irl *bráthair /bra:hər'/ = breu'r : monkfish / penn boultous !* tête de lotte > insulte Douarn. Ki<PD - baudroie - Icht. AGB n° 306 *Go genaoueg, morvanac'h* Tu / Ti *morozac'h & lonker lich / gourlichennou, Lu dreber lich & mari morgan / dreber boueioù* Li & *lounker boueioù / boultous,-ien* Ko 36pt / Groix *marach, KW mordouseg* 22pt) **BOULTOUZ** m.-ien,-jen : *penn ur boultouz, MORDO(U)^SEG* m.-ed ('mordosè' 44 bretonnisme syn.) ; de la lotte (Wi 3pt) **MARAJ** m.-où /-achou

LOTUS (16° lat.-gr : 5 plantes & nénuphar du Nil لوطس النيل : *lotûs el-nil*) m. / coll. : **al Lotuz Glas** (cf. - JF - *lili-dour* coll. / *water-lily* nénufar & var.)

« **LOU** » (1 - gallo – pl. : « lous éfants » : leurs enfants) > **LEUR(S)**

« **LOU** » (2 - prov.-oc : article / **LO** : gardarem lou Larzac) > **AL (Larzac)**...

LOUABLE (1 - 12° ; GR *meulabl, meulus*) **MEULAPL*** / *meulus & (traoù) da ve' meulet*

LOUABLE (2 – 17° / louage : facilement louable) **LOUACH** (*aes, fall*)

LOUAGE (13° ; GR *ferm, lousaich* : *marc'h lousaich*, prendre à louage *gopra*) **LOUACH** m.-où : véhicule de louage (voiture de location - à cheval - métier du g^d-père) *ur wetur louach* (Y.Gow), & *louacherezh* m.-ioù (Prl *feurmere'h & gages gopr, ko(u)manant* & NL *Convenant-T*)

LOUANGE (12° / vb louer - gaul.-celt. *molatus* ; C. *meul-* & gall *mawl / mol-*, irl vb *mol* ; C. GR *meuleudy* : *cana meuleudy Doüe, meulidig^uez & Meuleudigez ar gegin* 19° Éloge du geai) **MEUL** m. : *reiñ meul / roet MEL* (métonymie - du miel) = **MEULEUDI** (& *meulodi* Ph / W *me(u)las^{ion}, meuleris^s*) f.-où : *kanañ meuleudi (da ub) & meuleudi da Zoue !* (& louange à allah ! الحمد لله *al-ḥamdu-llâh !* Jamel & Maroc etc. - plus correct - *hamdollilah* : "il a réussi 'l hamdu-llah !" : Dieu merci) ; fait les louanges *roet KAOL / roet POUR (GLAS / TRIÑCHIN* critique acerbe) ; amateur de louanges **DEB^RER MEL** m.-ien f.1 (E<AM & Wu<Drean *eñ a gav mat pour gwiziad ha tout*)

LOUANGER (15° / louer ; GR *meuleudy*) *reiñ meuleudi (da ub & meuleudi da Zoue ! / Doue da vo meulet & ra vo meulet / louer C. meuliff = Ph / Prl MELein)*

LOUANGEUR,-SE (16° ; GR *meuler, meulour*) *MEULER, me(u)lour & roer mel m.-ien f.1*

LOUANNEC (NL T – 12° Loguanoc / Guennoc, & Kerlouan & anc^t Ploelouen - BT) *LOUANEG*

LOUANNECAIN,-E (hab.-is^e) *Louanegiz**

LOUARGAT (12° Louergat / Louargat 1330 NP < *loer & cat* BT / NP Ouergat, Ergat - Treouergat & Pouldergat NL) *LOUARGAD / LOUERGAD : maer Louergad, & Steredenn Louergad (M.Gl.)*

LOUARGATAIS,-E (hab.-is^e) *Louergadiz**

LOUB- (& *Sant-Loubis^e - Go*) > LOUP / LANLOUP

LOUBAR(D – verlan < balourd) *LOUPARD m.-ed f.1 (fig.) : ober a raent o loupard*

LOUBOUTIN (NF Ph-T & marq. / Boutin NF & ad. Ph *laket boutin /butɲ/ < germ. / boot butin*)

LOUCEDÉ (verlan < en douce) > *DOUS^SIGAOU*

LOUCERVE (16°<Cl.Marot) > LOUP-CERVIÈRE

LOUCHANT (part.prés. / ad. & louchant beaucoup *LUIS-BREIN* (Brec'h Arv.W<Drean & comp. : *be oe re a oe luizetoc'h e'it re all / rime Pll*) *LUCH* ad. : *ma vin luch / me vo luch ma laran gaou ! ; (Go louchant fort > il est 'tarluch' - bretonnisme usuel) TARLUCH !*

LOUCHE (1 - 13° f. / lois m. < lat. ; v-br *camdirh, v-irl cammderc* < cambo, derco : *kam-, derc'h, irl dearc* ; C. *loes = loagr*, GR bigle *loacr, luch-icq & burlesq^t 'baragamann' : bara'g amann*) *LUCH* (tous sens & var. < *loes*) : *ur penn luch, traou luch zo bet (Go-T tarluch) = (bigle) LOAGR : loagr oa-hi, (fig.) TEÑVAL / TEÑWEL (Prl tañwél & born fig. : NL Ty Born / Kerantevoil T)*

LOUCHE (2 – 13° < frq ; v-br *cog & loe, C. loa*) *KLOGE f.-où /-enn-où : deus amañ din ar gloge (Ph passe-moi la louche ! / LOA-GOG = KOGLOA (T) f.-ioù, (syn. Ph cuiller à pot) LOA-BOD f. / (poche) LOÑS f.-où (W) & (arg. : main – Chon < BTP) pa(w)ioù loa-bod*

LOUCHÉBÈM > LOUCHE(R)BEM

LOUCHÉE (contenu de louche) *KLOGEAD f.-où (Prl & Ph > klogeennad), LOÑSAD f.-où*

LOUCHER (17° < louche) *LUCHAñ* (tous sens / *loesiñ & Go tarluchañ* lorgner, *loagrañ* bigler) & que je louche si je mens (trad. Ph) *ma vin luch ma laran gaou !*

LOUCHE(R)BEM (19° arg. < boucher *bos^{er}* NF Bosser & arg. Tun. 19°<NK) *paotr nikol*

LOUCHERIE (17°) *LUCHEREZH m.-ioù (& strabisme loagrezeh)*

LOUCHES (NL 62 < locus : lieu) =

LOUCHET (14° < louche : bêche) *PISGWAZH m. (VBF<PT p. 19 falz-prad & heskenn-brad, marr-drañch – vras grande 'marre' / houe etc.)*

LOUCHEUR,-SE (19° / *loesour*) *LUCHER m.-ien f.1 : lucherezed (& ul luch pe tarluch Go<KC)*

LOUCHON (19° péjor. / louche - Ph & Go) *TARLUCH !*

LOUDÉAC (11° Locduiac - Cart. Redon) *LODOÛAG (/lodoak/ > /loðoak/ > /loroak/ & /lozak/ Wu - gallo « chantous d' Loudia » & la ligne de chemin de fer anc^t al linenn Karaez-Loudia /'ludja^k/ - Kergrist E<RKB)*

LOUDES (NL 43 < gaul. luto- eau à dépôt / *ludu, gall. lludw*) =

LOUDET (NL 31 < dim.-et / gaul. luto- / *ludu* NL Lududu...) =

LOUDON (NL 72 – D 178) > LOUDUN

LOUDUN (NL < Laucoduno < Lugdunum - dun / fort de Lug = Lyon, Leyden etc.) = *Loudun*

LOUE (NR / Allier : la Loue - gaul.-celt. locu : lac D 173 / *Loch, Lough* & cf. NR le Louet 49) =

LOUÉ,-E (pp) *FEURMET (da biv & g' piv*?) ; non loué DIFEURM : un ti difeurm /-et (ad. / pp)*

LOUÉE (19° Région. : assemblée pour louer ouvriers agricoles, journaliers) *foar mouskornigoù (Dp / Lu<DP plas^eennerien Kastell)*

LOUER (1 - 14° / 11° lauder < laudare lat. ; gaul.-celt. molatus pp « messamobi molatus » loué par experts D. / irl *mol* & gall *moli* : *to praise* ; C. *meuliff*, GR *meuli* : *meuli dreist musul / dreist penn & en hem veuli a ur re / rei beus, caul – d'ar c'havr, mel & melaich*) *MEULIñ : meuliñ a rae anehi din, en em veuliñ a ra (Ph / Prl MELein & reiñ meul(eudi), roet mel, pour / triñchin & kaol glas... da ub) ; se louer de q^{um} kaoud mel da reiñ da ub ; (que) Dieu soit loué ! Doue ra vo meulet ! (meuleudi da Zoue ! / الحمد لله al-ḥamd-u-llāh ! < ḥamd-u (li) & allah = (pour) dieu merci)*

LOUER (2 - 11° < locare vb lat. & locus ; GR *fermi, rei e ferm*) *FEURMIñ* (tous sens) : *tier da*

feurmiñ, feurmiñ douarou (Ph), *LOUACHañ* : *louachañ gweturioù* (& *gopra(ñ)* /-aat embaucher) ; pas à louer *DIFEURM* (*ema* – T<JG)

LOUEUR,-SE (17° ; GR *fermeur, louaicher* & cf. NALBB n° 274 : fermier / locataire etc.) *FEURMOUR*, (chevaux, voitures) *LOUACHER* m.-ion f.1: *ul louacher kezeg* (Y.Gow)

LOUESME (NL 21, 89 & Lesmes < superlatif gaul. leto- : gris *Letisama D - le plus gris etc. : *louetañ, llwytaf*) =

« **LOUÉYER** » (gallo) > **LOYER**

LOUF (1 - arg. < loufoque / Chon Ki<BTP) *ladrôm* : *honne' zo un timmig ladrôm – eye, 'chef-lieu Valence' !* (Valence / la Drôme !)

« **LOUF** » (2 - arg. T-Ku : vesse – pet foireux) *LOUF* m.-où (Ph *al louf 'ra c'hwezh / ar bramm 'ra mezh - abalamour d'an trouz !*)

LOUFIAT (19° arg. & péjor.) *LOUFER* m.-ion (f.1)

LOUFOC (arg. Brest < fou - cf. 'loko' < loco / alcool : *banne*) *LOUFOG* m. (Big.)

« **LOUFER** » (Ph-T vesser - sans bruit / « brammer » : péter en faisant un bruit) *LOUFAñ*

LOUFOQUE (19° arg. < fou – en loucherbem > louf°) *DROCH-PIK* : *hennezh zo droch-pik* (& *droch-yar eo-hi !*) / *FENTUZIG* (*fentuzék* Go<KC), & (arg. Chon<BTP) *drolatik* ; personne loufoque (Ph sens m. & f. - Pll<LL) *SKLUTENN* f.-ed

LOUFOQUERIE (19°) *DROCHEREZH* m.-ioù / *STULT* (coll. & var. - n.vb > *sklutenni'*)

LOUGRE (18° < angl. *lugger* – gall vb *llusgo, tynnu / ruser* : *teirgwern pesketa*) = *lugger* m.-ion

LOUIS (NP < all. *Hlutwig* & [C]lovis /lowis/ – prén. & NF, NL Lewis GB ; GR *Loys / Loeyz* : *sant Loys*) *LOEIZ* > *LEICH* (W), *LOUCH / LOUI*, *LOUILH*, (dim.) *Lili* (Ph) : *ar roue Loeiz XV & louized aour* (m.-ed)

LOUISE (prén. - GR *Loysa & Loyzicq*) *Loeiza / LOUIZIG* (Go) & *Louizaig* ; (poires) *louisés-bonnes PER RUZ* coll.-enn

LOUISIANE (NL État US < roi Louis) = *Louisiana*

LOUISON (dim. GR & Louisot *Loyzicq* & petite Louise *Loyzaicq*) =

LOUISOT (var. / Louison) > **LOUIS...**

LO(U)KOUM (19° < راهتلوكم : *rahat lûkum* – repos de la gorge > confiserie) = *loukoum* (m.-où)

LOULOU,-TE (18° < loup – chien) *LOULL* m.-ed (f.1) & *ki loull* (Yann ar Floc'h & fig. Go il est 'loull' : bêta) ; (terme affectueux) *LOUT(IG)* m. : *ma loutig / LOUTENN* f.-ed : *loutenn vihan !* ; (loubard,-se) *KAI(LH)IG* m.-ed (Prl « *kaieitch* »)

LOULOUT(T)E (f.) > **LOULOU**

LOUNGE (frangl. : salon / bar < long(e),-ère) & vb gall *lolf*, *ystafell orchwys / gourvez, irl tolgann /toləglən/*) =

LOUP (12° leu NL 22 Port es leu < lupus lat. / λύκος gr lukos > lycée – ie / *wolf* & russe ; gaul.-celt. *bledios* & NP *Bledinus*, v-br *bledin* lupinus & *ble(i)d* / gaul.-celt. *cunos* & *Cuno*-map enfant-loup, *cuno-pennus* & gall *cynben* : *with a dog's head - ci, cwn / ki, ko(u)n* chiens, irl *cú-nna, con* ; C. *bleiz-es*, GR *bleizy & bleidy, guilhou & guilhaouicq* burlesq' – ALBB n° 35 : lousps *bleizi & bleidi*) *BLEIZ* m.-i (& TW *bleidi*) : *Koad ar Bleiz, Toull ar Blei', deuet evel ur bleiz, ur c'hi-bleiz, dañs ar bleiz, bleizi oc'h yudal* (& *yudal g' ar bleiz* hurler avec les lousps), connu comme le loup blanc *anavet evel ar bleiz* (cf. *Bleiz gwenn* - tr titre Paul Féval), dans la geule du loup *e-barzh genoù al louarn* (fig. Pll), le loup dans la bergerie *ar bleiz e-mesk an deñved* ; & (enf. / arg. Tun. 19°<NK) *beek* : *bet ar beek, & gwelet ar beek* (& *Gwilloik / Gwilhaouig*) ; loup-cervier (GR *bleiz qarvecq*) *bleiz karvetaer* ; loup-garou *den-bleiz* (*bet bleidet* – GR < frq / angl. *werwolf* gall *dyn yn flaid* : *den en bleiz*) & *bleiz-noz**, *lougar* (Wi<DG), & (enf.) *bleiz du* (cf. lai de Bisclavret / Bisclaffet), (surn. Ph) *GWILHOÛ* (*ar Bleiz*), dim. *Gwilhaouig* ; crier au loup *haboat* / habo !* ; loup de mer *BLEIZ-MOR* m.-i- (fig. *Bleimor & loumarined* 19°<J.Conan / loup = bar *lebin* W / *braog, draeneg & bars-ed* - Go<neerl.), (fig.) *KI MOR* m. (Douarn. Ki<DG) ; jeunes lousps (fig. / Pll) *bleizi Koad Freo / chach ar bourk* (& *chas (traoñ) ar voure'h Ki / chas Plone' Dp*) ; (petit) loup *LOUT(IG)* : *ma loutig !* (T<JG & *ma loutenn* f.-ed) & NF *Bouteloup, Visdeloup* (vesse-de-loup *louv-bleiz*), *Tuloup / Lasbleiz, Lazbleis & var. - Lazbleiz, Lesbleiz, Le Bleiz* (& var. / *Blaise & Blaesou & Ozouf* norm. / *Wolf...*), NL *La Fosse au loup* (N 12 / *Toul-Bley - Carnoët &*

Lescombley - Scrignac, Reunambley - Spézet & conte) *Toull (ar) bleiz...*

LOUPAGE (20°) *MANKENN* f.-où

LOUPE (14° / all. *Luppe* morceau ; GR *louppenn*, *goagrenn-ou* & loupe à la gorge *jotorell* – kyste & divers) *LOUPENN* f.-où : *louppenn ar vuoc'h* (Ph & cf. Prl kyste *kaletadenn / kaledenn* cal)

LOUPÉ,-E (20° - ad. / pp) *MANK* ad. & m.-où : *mank out ! & ur mank, mar'g eo ur mank* Pll<GC s'il s'agit d'un loupé ! / *MANKET* (pp & *rusket / risket*), *manket ha kollet !* (Prl) ; c'est loupé (ça) ! *EMA 'BIOU !*, (excl. Ph) *WIOU !*

LOUPER (19° < loup & malfaçon / 'y a un "loup") *MANKañ,-iñ,-o,-out** (*war ud, manket d'ober*), *MONT D'AR C'HOSTEZ (MONT D'AR C'HAE)* ; louter son coup (hum^t) *skuilhañ e ribotadenn* & on ne se fait pas louter (J.Hir Li<F3) = 'ver ket louter !

LOUP-GAROU > LOUP

LOUPIOT,-O(T)TE (19° / loup ; gaul.-celt. mandus D.) *MENNIG / POLOK* (Prl & Ph) m.-où f.1

LOUPIOTE (20° / LOUPE) *GOULOÛ-LUTIG* m. (Ph & Ass.<FM, cf. Tun.<NK 19° *lumiratoù*)

LOURD,-E,-MENT (12° lat. popul. / luridus ; v-br *trum* = *trom*, *trwm* gall, irl *trom* / C. *ponher* = *poefant* < *ponderos* lat., GR *lourdt* – *a benn*, *spered*, *lent* ; ALBB n° 538 *lourd pounner* KL-Ph / TW *ponner* & *lourt* E-W & NALBB n° 46 & temps *bour* E, *moug* K-W, *pouk'* KW : *pouk' an amzer* Prl / Ph & syn. Pll *mac'h, moug, pouk' & pounner an amzer !*) *PO(U)NNER* (tous sens) : *botoù ponner, douar pounner, revr bonner & penn pounner !* (Ph espèce de débile ! & *unan ponner* = *sot* Wu<Drean / *pounner an amzer*), *c'hwezh, kousk, trouz... ponner, gwisket ponner*, il n'en a pas lourd (à porter) *n'eo ket re bounner dehañ, ma n'eo ket re bounner dit !* (Ph) ; (pers., temps etc.) *BO(U)C'H* : *traezh bouc'h, bouc'h o spered (stambo(u)c'h indigeste / boustouc'h & boustouv* T *lourdaud-e* & fig. E *bour* – v-br *borr* gras & NF Le Bour), (très) lourd intellectuellement *POUD* : *henez zo poud* (Li<YR / moite) *POUKR* : *poukr eo an amzer* (masque d'apiculteur KW *ur pouk' / Ph mac'h an amzer* accablant, & *erru pouer* adipeux suant-e, *teuc'h* immangeable et obèse, *tuzum / turum* massif Ph & *botezeg* aux gros sabots fig.) ; (adv.) tombé lourdement *kouezhet ponner* (Wu < Drean), *koue t' stroñs* (Ph / T *kouezhet a-flagas / a-flaw^e, & a-freilh, a-stok - he c'horf*)

LOURDAUD,-E (15° < lourd(el) ; GR *lourdaut luguder & javedecq-eyen* – gaul.-celt. > bouc & irl *bocc*, gall *bwch* : *bo(u)c'h & stoc'h / stouv*) *BOUSTOC'H / BOUSTOUV* m.-ed (T<JG & fam. *bouc'hrevr / L<MM bous^souc'h, impopo / ampustur* Ph grabataire & *bac'heg, lobeg, loñseg* W<FL / L<MM) *LOCHORE* (*poud a gorf, spered*), *PALAO* : *ur bale palao* (Are<JMP – PhA & GL)

LOURDE (17° arg. : porte / gaul.-celt. - duron gl V 5° doró) > la lourde : 'n 'OR (*an nor*) f.-ioù

LOURDÉ,-E (arg. : *unan*) *hemolc'het / (ema-) BA PORZH*

LOURDER (20° arg.) *LAK'BA(R) PORZH* (Ku & (*h*)*emolc'h ub* chasser - du bistrot etc.)

LOURDES (NL 65 - anc^t Novioduno < gaul.-celt. *nouio-dunon* : nouveau dun ou oppidum, & fort) = *LOURD* : *en ur vont da Lourd, Itron-Varia Lourd / Lourdez**

LOURDEUR (18° ; GR *lourdony & luguderez, pounnerder*) *PO(U)NNERDED* (f.) / *POUNNERDER* m.-ioù : la lourdeur de son fardeau *ponnerded e vec'h, & ar pounner ma eo / oa... e vec'h*, (lourdeur d'esprit) *LOURDONI* f.-où (*a ra* – & *lourdiz** balourdise) ; (douleur d'estomac) *TOURT* m.-où (Ph *kalon-losk* > *kar'losk* Pll usu^t & renvois acides - en bouche *dour losk / kalondev* T brûlure d'estomac)

LOURDINGUE (20° - ex. faisans en vol) : *LOURT* (*da nijal* – Pll)

LOURDISE (GR *lourdis* W & *lourdony-ou*) *lourdiz** / *lourdoni* f.-où

LOURE (15° < lat. cornemuse M-Âge) *lourenn* f.-où

LOURER (18° jouer / loure) *lourenniñ*

LOURMARIN (NL 84 < gaul. *lutumaros* < *lutu* & *maros* : boue grande – Rob. NP / *ludu, lludw* - *ashes, cinders*) =

LOURMEL (NP de Lourmel - EE / ourme var. ORME / *oulm...*)

LOURON (NL Pyr. 65 < gaul. *lautron balneo* : bains / C. *louazr*) =

« LOUS » (gallo = leurs) > « LOU »

LOUSE (NL Landes < *Losa* – gaul. *lausa* : lause / NL Laozach /*loza^k*) =

« LOUSER » (bretonnisme 'j'ai lousé ma chimie' : foiré, loupé l'examen R1 < T) *LOUSañ / LOUZañ* : *louset eo bet (o c'hoari boullou > ul louzenn* T / Ph *louzadenn*)

« **LOUSSE** » (gallo<DG : grosse tranche de pain = nosse / élousser *disklos^o - jeraniom*)
SKLOS^{ENN} f.-où

LOUSTIC (18° < all. *lustig* gai / angl. *lust* libido & gaul.-celt. *lubi - ie* / love) **LOUSTIG** m.-ed (Li<YR) / **LOUS** (fig. Prl-Ph/NF : Le Lous T) m.-ed : *ur lous* ; drôle de loustic **C'HWIL** m.-ed (sens fig. & bretonnisme > un 'hwil' Ph & T...) & un sacré loustic *ur c'hañfard laouen* (Go<DG)

LOUTRA (dial. Savoie : airelle / *lus*) > **LOSTRA**

LOUTRE (12° & lorre < *lutra* lat. & germ. / angl. *otter* - ie *udros, sanskr. *udrah*, gr *ὕδρα* l'Hydre & v-irl *odoime* & *wed- *wade, water, wet* - Internet ; gaul.-celt. *dubro-* & *cuinos* – gall *dwrgr* / *dyfrgr* : *otter*, irl *dobharchú* /^hdorxu:/ ; C. *dourqui, dourgon*, GR *dourgon-ed* : *an dourgon a vef gand g^uéaud ha frouëz, hac ispicyal gand pesqueud = qy-dour, chaçz-deür*) **KI-DOUR** m. *chas-dour* (T<JG & Ph *neuñvial* 'vel *ur c'hi-dour*) / **DOURGI** m. *dourgon* (Plz<GG NL *an toull dourgon*) : traces de loutre *kaoc'h ki-dour* (Ph / *Kidour* surn.<YC), (arg. Tun. 19°<NK) *grifon water* m.-ed

LOUVARD (19° loup de 6 mois / gallo) *kolin bleiz* m.-eù (W / *kolen*)

LOUVE (15° < *lupa* lat. - f. / *lupus* ; C. *bleizes*, GR *bleizès*) **BLEIZES^e** /-EZ*° f.-ed & *ur vamm vleizez* f.-où-b., (fig. / vamp) **BLEIZENN** a-walc'h *eo* (L<MM) f.1, (louve pleine) **BLEIZAD** m.-où (& « bleyade » arg. Wi / fille enceinte : sa bleyade *he c'hofad / bab*) ; (outil) **BLEIZ** m.-où

LOUVER (soulever à la louve etc.) **BLEIZAñ**

LOUVET,-TE (17° gris louvet ; GR *crennvleizy*) *krennvleiz* m.-i (cf. Luzel : conte *ar Bleiz gris*) : cheval louvet *marc'h gris evel ar bleiz*

LOUVETEAU (14° ; GR *bleizicq-læz,-igou* & W *colin-eü bley*) **BLEIZIG** (& *mennig bleiz*) m.-où

LOUVETER (16° ; GR *bleiza* & *colinein* / v-br *coloin* LF : *koulin / bleizad*) **BLEIZAñ,-iñ**

LOUVETERIE (14° - appr.) **BLEIZACH** m.-où (& *habo ! harao ! hu ! vb haboat & huerezh*)

LOUVETIER (16° / 19° Li<YR Plouarzel) **BLEISAER**, & *huer bleizi* m.-ien

LOUVIGNÉ (NL 35, 53 < *Lupiniacum* < *lupus* & gaul.-acon : endroit à loups / Kerbleidy Wi) =

LOUVOIEMENT (20°) **LOVEADENN** f.-où (& n.vb. / *livardenn* embardée)

LOUVOYER (17° < *lof* neerl. ; GR *louvyadal / levya* – gaul.-celt. déesses *Suleviae* - bonnes guides & gall *hylyw* : *helevez* bonne conduite & pudeur L, v-br *leu*, gall *lywydd* : *pilot* & NF Levier, Lepvier) **LOVEal / LOVEADal** (*loviadal* Wu / Li<YR) **LOÑ^vad^o** : *yoa ket ehomm da loñad eno*, (fig.) **TROIGELLat*** (Prl & *bordeal* tirer des bordés / *jeliñ*, & *levial / leuchad* Li<YR (se) diriger, piloter < à une rame / *kroazat, livardiñ*)

LOUVRE (18° GR *palès ar roüe*) = *mirdi al Louvr*

LOUZE (verlan < *zoulou* : hiphopeur) > **ZOULOU**

LOUZOU (bretonnisme & HL<OF mes / mon l. – *ur louzoù* Ph & *ma louzeier* pl. / *louzoù* coll. : mauvaises herbes & *ul louzaouenn*) > **LOUZOU**...

LOVE (frangl. / gaul.-celt. *lubi ! aime !* & *Lubitiata* NP Aimée / libido lat. & ie – gall *serch*, irl *searc* & NL Coatserho / vb *car-*) = *honne'zo lov'* (Chon<BTP), que du love (Noah F2) *mann 'me' love*, Iul il est love (chanteur marseillais) Jul /jul/ *zo lov'*, un mois d'octobre love (msn horoscope) *mis-Here love* ; (arg.: amoureux) = love / *lubi !*

LOVÉ,-E (pp) **KUILHET / PUNET** & *en e rodelloù* (T<JG & Ph) = *lovet* 'giz *ur silienn* (Douarn. Ki<DG) ; (arg. : pas un lové = un radis) *blank erbet** (W)

LOVELACE (18° < NP roman / *don Juan*) =

LOVER (17° < bas all. / *lof* – GR *cuilh / cul* v-br - & se lover) **KUILH(ENN)añ,-iñ** : *fard kuilhet, TOLViñ* (& *puniñ* (s') enruler / *daspun, daspugn & dibun, dispugn*)

LOVE(U)R (frangl. : amoureux romantique & latin lover – gall *carwr & cariad* / Cariou & NF Caret / C. *Carer*) *karour* m.-(*er*)ion (f.1) = *ur 'latin lover' 'veldout !*

LOW COST (franglais : à bas coût – gall *isel* : *low / cost, pris = kompagnunezh*) *ijel he c'houst / IZELBRIS^e*

LOXODROMIE (Mat.<JM) = *loksodromiezh* f.-où

LOXOUIIA (NL antiq. > Lisieux & Lexoviens – gaul.-celt. *lexsouio-* & *loxso-* *les-* : *lespos / posles* & var. < D.) =

LOYAL,-E,-MENT (15° / 11° *leial* < *legalis* & *lex* ; gaul.-celt. *couiros* : couirus - sur légendes monétaires gall *cywir / ankivil an amzer* ; C. & GR *leal* : *avel leal, marc'hadourez leal* NF Léal)

LEAL : tud leal, ya e-leal (& en leal > 'neal adv.) / *LOIAL* (chomet loial Ph) > *NOIAL* : n'eo ket noial ar jeu (T<Klerg ce n'est pas net ! / T<YB - méton.) *VIRJIN* : n'eo ket virjin (ar jeu) !

LOYALISME (19° / angl. – gall *teyrngarwch* < gaul.-celt. tigernos NP Vortigern & var., irl *tiarn* & v-br *tí^sern, machtiern* / GR loyauté) *LEALENTEZ* f.-où

LOYALISTE (18° < angl. : Amer.) = *loialist* m.-ed (& dér. > *lealour* m.-ion)

LOYAT (56 - 11° Cart.Redon *Loiat*, 15° *Loueat*) *Loiad* / *Louad*

LOYAUTÉ (11° ; C. GR) *LEALDED*, (& fidélité - dér. JK) *eeuniez* f. (& L 1900 *e loyallite*)

LOYER (14° < lat. / locare & locus ; GR *ferm* / *feurm* : *ar ferm eus va zy* / loyer de matelot *gopr merdead & lestr, fret & gallo* « louéyer ») *FEURM* f.-où : *re ijel eo ho feurm*, (annuel & mensuel – par ext. Pll Saint-Michel *gouel Mikael*) *GOU'MIKAEL* (& *gourmikael* - T / *miz Gou'mikel* - W octobre) m.-ioù : *paet 'c'h eus daou viz gou' Mikael din* (Pll<LP) & *kont Mikael* (f.-où, *koñchoù*)

LOYER (NF / E *loier, loaiaouer* T) > *LOAIER* (m.-ion)

LOZE (NL col de la Loze - Tour 2020 / losa prov.-oc / NL Lauzach 56)

LOZÈRE (NL, Mont Lozère < gaul. lausa) = *al Lozer*

LOZÉRIEN,-NE (hab.) *Lozerian* ad. & m.-ed f.1

LSD (sigle US < all.) = *re LSD* 'veze

« **LU** » (1 - L.U. < NF Lefèvre-Utile 44) = *LU Naoned, an uzin LU* (TES)

LU,-E (2 - pp / lire) *LENNET* : *lennet pizh* & lu et approuvé *lennet hag aprouet*

LUBERON (NL Luberon < Louerion mons < gaul. louernos : renard D 165 & NP Louernos 3° = *louarn* & NF, NL) =

« **LUBI** » (gaul. inscriptions > Lozère : *lubi – ie* / *love, Liebe-* PYL 140-4, NP Lubitiata *Loved* - D. & cf. libido - lat. & ie)

LUBIE (17° / libere lat. & gaul. lubi : aime – ie / *love* - envie lunatique) *LOARIADENN* f.-où : ils ont de ces lubies *loariadennoù o dez-int* (& *ne-int* Ph), (humeur) *IMOR* f.-ioù : *imoriou en devez* (T<JG-Ph), *LETENN* f.-où (W<LH & souci *melfeti* > *merfeti* W & Ph *pennad* caprice, *reuziad* crise, *reverisou* chimères, *sorc'henn* obsession, *stultenn* fantasme)

LUBIN,-E (& bar / loup – poisson & NP) *LEBIN* m.-ed (W / KLT *braog* bar, & petit bar *draeneg*)

LUBRICITÉ (14° lat. eccl.) *likentez* f.-ioù, (popul. / GR) *LUBRIS^SITE* f.-où ('*barzh an ti* / *letrissite* - hum), (n.vb. Ph / « targasser » < vb2 *targasha* : an) *TOURC'HA*

LUBRIFIANT,-E (14°) *LARDIGENN* f.-où (& Ph langue & taquin etc. Pll<TC)

LUBRIFICATION (n.vb. : al) *LARDIGENNIÑ* / *LARDIGENNEREZH* m. (Pll au sens fig.)

LUBRIFIER (14° < lat. - graisser la 'billig' de gras) *LARDIGENNañ,-iñ* / *LA^RJOU'Rein* (Prl / *larjezour* & *larjeziñ* graisser)

LUBRIQUE,-MENT (15° < lubre < lat. : glissant ; GR *lubricq*) = *LUBR(IG)* : *lubr eo da giez* (& ta chienne est en chaleur / *gastaoua 'ra da gi* Ph < *gast*) / *LU^DIK** : *ur wiz ludig* (truite en chaleur / *ur wiz o tourc'ha*, & vache *dar, dirig, (h)emolc'h, o c'houll kole*), (trad.) *lubrikus*

LUC (NP – C. *Lucas*) *LUKAS* : *an Aviel hervez Sant Lukaz* (cf. Luc NL Var : Le Luc, Drôme : Luc-en-Diois – Voconces, Lucs-sur-Boulogne Vendée / gaul.-celt. Lug(us) : dieu = lumineux (*gou*)*loù* & *goulaouet* / *gwelevi*, NP *Maclou* : *Maloù, Lo'mac'hloù*) & *Yann-Lukaz*

LUCANE (18° < lat.) *C'HWIL KRUG* = *C'HWIL SANT YANN* / *C'HWIL KORNEK** (cerf-volant – coléoptère), *MILON AN DIAOUL* m.-ed (Wu<ED)

LUCARNE (14° anc^t lucanne - frq & neerl *luik* ; GR *lucan, lucarn* / *lomber-you*) *LUKAN* m.-ioù / *LUKENN* f.-où, (arg. Tun. 19°<NK) *LUGNER* m.-où (& *lomber* oeil de boeuf, *oued* faïtière / *naoued, tabatierenn* > *tapikierenn* Ph<AT, & *toullig, fenestrig solier*)

LUCÉ (prén f. / lux ; C. *Lucc*, & GR *Liçzicq* Lucette) *LUS* (dim. *Lusig*)

LUCEAIS (GR) > **LUCET**

LUCET (gallo 22 « lusset » = myrtille : « des lucets » L.Clerc 1903 = gall *llus* : *bilberries* & *lusa* vb 2 > *da lus^a* ! Pll va te faire voir ! / irl *lus* = *lousaouenn* & GR *luçais luçz-enn*) *LUS* coll./-ed : *blaz al lus eus ho pro* (LC 1901 le goût des lucets de par chez vous & gallo « luzet » truite)

« **LUCHÉE** » (gallo : traînée / *luch-*) *LEJENN* f.-où

LUCIDE,-MENT (15° < lucidus lat. : clair, *sclær* C. & clairvoyant) *DIZALL* : *daw eo bout dizall* (Ph - cf. *spes/spis* & Prl *speis* distinct – NALBB n° 551 clair & *spiswel* clairvoyant / *sklêr, splann*),

(la tête sur les épaules Li<YR *hennez neus e benn or e skoachou*) *e benn war e skoaziou / e ziskoaz* (Ph), (non ivre) *DIVOEM* adv. (*gwelet*) *DIVOEM-KAER*, (*sellet*) *DIZALL-NET*

LUCIDITÉ (18° < ad. ; gaul.-celt. dallo *dall*) *DIZALL* n. ; dernier instant de lucidité d'un mourant *GOULAOUENN AR MARO*° f. (Li<YR), dernier répit *FRANKADENN AR MARW*° f.-où (Pll<PM / KW<PYK *higennoù ar marv**)

LUCIFER (NP < lux - basq. > *luzifer /s/* ; GR *Lucifer an Diaul bras* = C., *Lucifer chadennet* Past. Pll / NF *Fer* > *Lusi Fer* – YG) = *LUSIFER*

LUCIFÉRIEN,-NE (17°) = *Lusifarian* m.-ed f.1

LUCILIE (19° < lux,lucis : mouche verte, bouchère Prl) *KELIAN BRAS / KELIEN GLAS* coll.-enn

LUCIOLE (18° < it. < *luce* lat. lux & 'mouche à feu') *FUBU LUC'H* coll.-enn

LUÇON (NL Vendée – gaul. luto- : boue / Lugus théonyme > Montluçon) =

LUCQUE(T – arg. : *fals-testeni-ou*) *ENKENN* f.-où (Ph *enkin* freluquet / *hinkin-houarn* ALBB n° 343 & surn. - B. : *an itron Penn-inkin* / menton en galoche, NL *Linkin* - ex gare de Perros - Arv. T)

LUCRATIF,-VE,-MENT (13° & luvrative f. < *lucrum* lat. ; GR *gounidus – karg & talvoudecq*) *ARC'HANTUS / ARGANTUS* (Prl) : *arc'hantus eo an dra-se ?* ; à but non lucratif *diarc'hantus* (& fig. TK *dic'honid / di'honez* !)

LUCRE (15° < *lucrum* lat. : gain, profit & oc-poitevin logre ; GR *gounid / budd* gall & gaul.-celt. 'pape boudi' *pep buz / BEUZ* ! & gaul.-celt. eluo / gall *elw* profit, irl *ealbh*) *C'HOANT-KAOUT* m. (Mgr Favé) ; avoir l'esprit de lucre *bezañ troet war an dastum* (& Ph *an tu 'c'honit / gonid-ou* NF)

LUCS (NL) > *LUC*

LUCUS (lat. : bois sacré / gaul.-celt. nemeton) =

LUDE (Le Lude – NL 72 < anc^t « *gabia* » gaul.-celt. / luto- : dépôt de marécage – gall *lludw* : *ludu* & cf. NL Quimper *Lududu* & *Ludugris*) =

LUDÈNE (NL 17 < gaul. luteno- : marégaceux / luto- : boue etc.) =

LUDESSE (NL 63 / Lutèce - gaul. lut(eu)o marais) =

LUDION (lat. ludi / v-br *an-huariat-an* > *c'hoariad*) =

LUDIQUE (20° < *ludus* lat. : jeu – v-br-gall *guari /-huari*) *C'HOARIUS* (& *luard* rigolo)

LUDISME (20°) *C'HOARIEREZH* m.-ioù

LUDOTHÈQUE (20°) > *c'hoariaoueg* f.-i,-où

LUDRES (NL 54 gallo-rom. – gaul. luto- : boue) =

LUES (Les Lues NL Vendée mégalithe / Lugus) =

LUETTE (14° l'nette dim. < uva lat. : raisin – v-br *hob* baie > *ili-ho* Ph cenelles - d'aubépine ; GR *hug^uenn couezet* démise, remettre *sevel an huguenn*. & *ancoé*, *luette* enflammée *ar gorou zo gandhâ*) *HOG(ED)ENN* f.-où (*hogan amygdale / hog* cenelle, *anko(u)e* épiglotte W<GH)

LUEUR (13° < lat. / *lucere* vb & lux - ie ; GR *spleur(icq)* & *splerder*, *lug^uern*, *spès* & leur d'espoir, de vertu... *ur briz / manyel espern*, *vertuz*, NALBB n° 164 lumière du jour – vive leur) *SPLANNENN / SPLANNADENN* f.-où (Prl-KW), (vague leur) *SKLEUR* (dim.-IG) coll.-enn-ou : *skleurenn ar beure* (T / Ph *skleur melved* bave de limaces & d'escargots, *skleurenn ar c'hole* sperme de taurillon - en pendant > traces phosphorescentes)

LUEX (NL Suisse / Loëx Savoie - gaul. luto : boue) =

LUFFA > *LOOFA*

LUGDUNUM (anc. NL / Lug) > *LYON*...

LUGE (19° Savoie-Suisse & Béarn oc « *leo* » Lar. < *leudo* PYL 197 < gaul.-celt. / irl *luad(ar)* : *movement* & *luas* : *speed* / *luasc* : *swing* / *luscou* v-br gl mobiles / berceau *LUSK-*) = *LUJ* m.-où

LUGER (20° Suisse / vb *LUSKo*) > *LUJo*

LUGEUR,-SE (20°) = *lujer,-our* m.-ion f.1

LUGOS (NL Gironde / théon. Lugus, Lugo-) =

LUGUBRE,-MENT (14° < lat. / *lugere* : être en deuil *kañvaouiñ* – irl *cumha* /ku:ə/ *nostalgia* / gall *cof* : *koun* ; m-br *caffou*, GR *cañvaouiñs* : *ur c'han c.*, *ur vouëz glac'harus*, *ur c'hry* / *son trist*) *gouelvanus*, *kañvaouiñs*, *GWALL (DRIST)*, *DISKONFORT* (Prl)

LUI (9° < illi lat. & Datif ille – gallo « *li* » ; ALBB n° 210 avec lui – pronom pers. Sujet < v-br *em*, m-br *eff*, gall *ef / efo*, irl *sé / é* & gaul.-celt. si- ; GR *e(ñ)* & *hâ* : *digand-hâ*, lui-même *e-unan*

(penn) *EÑ(V)* / *hen* & *ean* (W/Prl /jō/ « ioñ ») : lui me disait *eñv 'lare din* (Ph /hēw/ & /hē/ KT), c'est bien lui *eñv an heni eo* (pronom pers. objet *E(N)* < *in* v-br le : *m'en tou / mintouru* ! je le jure & *m'in argas* ! vade retro... > *ur beg minargas* Ki ; prép. conjuguées par affixes (S3 m.) /-(h)añ : *anezhañ, dezhañ, gantañ, outañ...* / S3 f. /-(h)i : *anehi, dehi, ganti, outi...*) : nous lui l'avons dit *laret hon eus dehañ*, nous lui sommes redevables (à elle) *dleour omp dehi*, faites-lui / le lui recommencer *lakit aneñañ da adkomañs*, demande lui *goulenn gantañ* ! (Ph *an eur / tan digantañ*) & *goulenn doc'hti* (Prl / Ph *outi* adresse-toi à elle, exige d'elle), ils lui ont adressé la parole *komzet o deus outi*, & struct. poss. : il lui a fendu le cœur *rannet en deus he c'halon* ; à lui de voir *dezhañ da welet* ; (content...) de lui (*ko^untant...*) *anezhañ e-hunan* ; lui-même *eñv e-hunan / eñ e-unan* (& *-hun /-un*) & *drezañ e-unan, evitañ e hunan* ; à lui tout seul *e-unan-kaer / e-unan-penn* (& *diouzh e benn e-unan*)

LUIRE (12° < *lucere* vb lat. / *lux* – ie / *light, Licht* ; gaul.-celt. *lug-* & v-br-corn-gall *lucet, luhet* & *lucarn* ; C. *luchyaff* reluire, *lugaerniff*, GR *luya, lintra, luguerni* & *goulaoui, sclærya* – ALBB n° 437 & cf. NALBB n° 164 & n° 552-3 / lumière = syn. Ph *luc'ha, lugerni* & *lufra* (faire) briller / *brilla*°, *lintra* & *skedi* scintiller) *LUGERNiñ* : *lugerniñ en heol*, (faire) reluire *LUC'Hañ, -iañ, -iñ* (*gwarnitur* TK & *luchiñ tachou* W<FL), (lustrer, faire reluire) *LUFRAñ, -iñ* : *ken a lufre e votoù / he daoulagad* (Ph), (briller & lisser) *LINTRañ*, (resplendir) *SPLANNiñ 'ra an heol* (& cf. - adage - *kement a bar / lintr / luc'h... n'eo ket aour ! tout ce qui brille n'est pas or*)

LUISANCE (19° < ad. / n.vb. : *al*) *LUGERNiñ* (& cf. *lugernenn / luc'h lux* & *luc'hed* gl fulgur)

LUISANT,-E (11° part.prés. 'luisir' ; gaul.-celt. *leucos* – ie & gr *λευκός* ; v-br *guolouheat* & m-br *gueleuyat, gueleuiff*, GR *lug^uernus* & *leuc'hus, lintr, lufrus*, ver luisant *preñv-eaul,-nos* & *glas, -goulou / goulaouier, lug^uern-us*) *LUGERN(US / ligernus* Wu / W<Drean *preñv lugern* & *tachou* *luchek** W<FL / Ph *lintrus* étincelant, *lufrant* lustré & *lufrus* rendant luisant) ; ver luisant (Ph) *PREÑV GOULOÙ* (& *preñv-ed gwelevus, gweleiat** / *goulaouier* T<JG-DG & *goulouig an noz*) = *preñv lugernus* (& *ur lugern*), *preñv-noz**° m.-ed (& *lampe* – syn.)

LUIZ (forêt de Luiz / Lieu - Haute-Marne < théonyme celt. *Lugus*) =

LULU (18° onom. / alouette dite lulu) *SANT-PER* m. (Bannalec<F3 & Pll<PM *lapous sant Per 'sevel d'an nec'h* : 'sant Per, sant Per digor din / biken pec'hed na rin / grin ! grin !' = T<JG / Ph-T *ec'hweder(ig)* & *alc'hweder* – gaul.-celt. *alauda* & *Alaudae* - César > *aloe,-ouette*) & *kogig an neñù* (Prl) m.-où / (prén.) = *ti Lulu*

LUMACHELLE (18° < it. / *lumaca* limaçon : roche / *luma* Ku & *lima-ioù* berlingot Ph) > *lumaig* m.-où

LUMBAGO (18° & *lombago* < bas lat. / *lumbus*) *DROUG-KEIN* m.-où (Ph / *poan-gein* mal de reins / dos, & mal de dos *keinad*), *KROEZADUR* m.-ioù (Wi<PYK / *kroazlez* Ph & Pll<PM *an diwgroajell* lombes & hanches : *operet deus he diwgr^oajell* Pll opérée des hanches)

LUMEN (19° Phys lat. / *lug-* & *luc'h, light* & *Licht...*) =

LUMIÈRE (12° < lat. eccl. & *luminaria* pl. < *luminare / lumen, luminis* - ie ; gaul.-celt. *lug(os)* & *Lugu-ri* PYL 197 > (*go^u*)*loù* /low/ & gall *Lleu, goleu* : *light* / irl *Lúnasa* : *August* ; v-br *guolou* < *guo-lou* 'lumen', GR *goulou, sclærigenn* & *sclærded,-der, splander an héaul / tostaat an goulou* & *oud ar goulou* & *ar sclærigenn eus ar feiz* / Lu<VF *ar goulou a ra sklerijenn* & cf. *ضوالشمش* *ḍau / النور* *an-nûr* > Nouredine prén. - clarté de la foi : lumière solaire / froide de nuit – ALBB n° 233 & NALBB n° 164 & 552-553 *goulou / goloù* & *sklêrijenn / sklerizion* W) *GO(U)LOÙ* m. *GOULEIER* (& pl.-ioù : *goloio*' T & *goulaou* /gu'low/ Pag. Li < GK *goulaou an aod, goulaou Nedeleg* Li<F3 2005 illuminations de Noël, *goulaou – tourioù-tan* Pag. / Prl > *goulaouier*), sing. *GO(U)LAOUENN* f.-où (& bougie, chandelle, cierge > *goulou-koar* coll. & *homañ eo da c'houlouenn, a laras an Ankoù* – Are conte trad. : voici ta flamme dans l'Autre monde souterrain), dim.-IG (*goulaouig* – NF *Goulaouic* & *goul'ig* Ph / *goloig* T) : éteins la lumière *la'h ar goulou* (Ph-L) & *goulou ar bourk* (Pll), *gouleier kêr, ur goulou dister* (& *un tamm goulou / goulou lutig*), être mis en lumière *dont er goulou* & *laket war wel, na chomit ket em goloù* ! (ne me faites pas d'ombre < ne restez pas dans ma lumière) ; (Sc. / lux) *LUC'H* m. & cône de lumière *kôn-goulou* (Mat.<JM) ; (clarté & fig.) *SKLÊRIJENN* (& var.) f.-où : *degas goulou ma vo sklerijenn* (L<V.Fave source de lumière / de la clarté), *da zegas^s deomp un tamm sklêrijenn* (Pll<PM fig. : ses lumières),

ur sklaerijenn nevez, ar skol eo sklerijenn ar bobl (Pll<PM), l'esprit des Lumières (18°) *spered ar Sklêrijenn, e dad n'eo ket ur sklêrijenn ive* (Ph / *esparadenn*) ; (arg. Tun. 19°<NK pl.) *lumi(e)rato* ' **LUMIGNON** (16° < ellychmium lat. < gr ἐλλύχνιον / lumen ; GR – sens 1° *goulaou ur vouchenn, ur bourc'henn & mouchenn elumet*) **LUTIG** m.-où (& *go(u)loù-lutig* loupote)

LUMINAIRE (12° < lat. chrétien luminaria / lumen : lampe & astre – gall *goleuad* : *goloùad* v-br *guolouheat* < *guo-lou* / *gweleviad* ; GR *elumaich goulaou* & Dieu créa deux grands luminaires *diou c'houlouenn / sclærigenn gaër, an héaul hac al loar*) **GOULAOU** /*gu'low/*, /*golow/* E,W coll.-*enn*-où : *goulaou an iliz* & (pl.) *go(u)laouennoù, go(u)leier / gouloùier*, (lampe - *ur*) *goulaou* (& *elumaj gouloù* m.-où)

LUMINANCE (20° Phys. – v-br *luh* C. *luch-* / lux – ALBB n° 438 éclairs *luc'hed* & var.) **LUC'HAD** (coll.)

LUMINESCENCE (19° Phys. – v-br *guolou-* & C. *gueleuiff / goulaoui* GR – n.vb. : *ar*) *gwelewiñ* **LUMINESCENT,-E** (19° / *goulaouiis*) *gwelevus* & (m-br) *gwelewiad*

LUMINEUX,-SE,-MENT (13° < lat. ; gaul.-celt. lugu-> NL Lugdunum – théonyme Lug(us), v-br *guolou* : *guo-lou* / *Malo(u)* & m-br '*dez mat golou*' - *Santes Barba & Santes Nonn* 16° = gall. *golau* ad. / *bemdez-c'houlou* & NL Brehoulou K/Go Bringolo 'Cler'mont' / irl *solas* : light ; GR *luguernus, sclæryus* – NALBB n° 551 clair syn.) **SPLANN** : *un oabl splann, & ur soñj splann* (cf. Ph *luguernus* brillant & GR / Ph *gwenn-kann*)

LUMINISTE (19° / Art – v-br) = *goul(a)ouead* (f.)

LUMINOSITÉ (15°< lat. médiéval / *splannder*) **SPLANNENN** f.-où : luminosité dans le regard *ur splannenn en e zaoulagad* (& *luguernenn* brillance)

LUMP (18° < angl *lump(fish)* < danois : cycloptère / oeufs de lump – gall *talp*) = *uioù lump*

LUMPENPROLETARIAT (19° < all.) = *al lumpen...* (m. / "*ar broleterien hag ar brezoneg*")

LUNAIRE (13° < lat. – gall *lunar month* : *mis lleuad* & v-gall *loiraul* - LF, GR l'année lunaire *ar bloazvez hervez al loar*) **LOAR** < **LOER** : *ur bloavezh loar, ur fas^s loar* (& *loarek** NF Loarec Ph), (fig.) *loarius* ; (16° < lune = monnaie-du-pape, herbe aux écus) **YALC'H AR PERSON** m. *yilc'hier*

LUNAISON (12° < bas lat. ; GR *loaryad, luërad* & Mat.<JM) **LOARIAD / LOERAD** (Prl) f.-où : *al loariad-mañ* (T<JG)

LUNASAD (irl : fête de *Lug* lumière – théonyme & août - irl *Lúnasa* /*lu:nəsə/* & NP) =

LUNATIQUE (13° < bas lat. ; GR *loaryecq & stultennus* / gall *lloerig* : *lunatic* & *gwallgof* = *fol*) **LOARIEG** m.-ien f.1 /-EK* ad. (& NF Loarec Pll) : *gwreg al Loarec Mme Loarec*, (Li<YR > *loriad,-enn*) **LOARIAD** m. & f.-*enn*-ed : *pebez loriadenn !* (ad. & *loariadenn* (pers.) fantasque / chevaux *kezeg*) **LOARIADUS** (L<MM / *loar(i)er* Ph maniaque & NF Loarer / *loariataer* & déséquilibré *loariadeg* ad.) ; lunatique **DIOUZH AL LOAR** (L<MM *dioh° al loar*) & se montrer lunatique *diskouez (a ra) bout diouzh al loar* (& Ph *loaria'ra henezh ! / loariataer zo 'hanout !*)

LUNCH (19° hapax < angl. & *luncheon* – gall *cinio / kouin* E : *koen, koan* < *cena* lat., irl *lón / lein* – ALBB n° 154-5 : repas) = *ur lunch a-zoare, & tamm lein* m.-où

LUNCHER (Can. < Lar., sinon rare – gall *ciniawa / koaniañ & leinañ*)

LUNDI (12° < lun- dies lat. ; basq. *astelehen* : *deroù sizhun, الاثنين al-ithnain* – gall *dydd Llun*, irl *Dé Luain* < *Luan*, m-br & GR *dilun* & *al lun* : *dilun ezned / meurlargez, dilun Phasq, ar c'hentâ lun* – NALBB n° 111/112 adv. & n.) **LUN** m. : *ganet d'al lun, comme un lundi ! al lun zo ganés ?* Lu<RL> « c'est le lundi avec toi ? » & '*m eus aon 'mañ ar lun ganit !* (T<DG / TK<MxM *Sadorn gaezh, Sul binniget ha Lun daonet*) > (*evel al Lun daonet !*, (un lundi) **LUNVEZH** f.-ioù /-iennoù : *ul lunvezh d'abardae*' (Ph un lundi après-midi), (contenu) **LUNVEZHIAD** f.-où (*labour nul*) ; (adv.) **DILUN / DE(Z) LUN** (anc^t & Ph /*dé'ly:n/* & à venir *a-benn ar lun / 'benn 'ne' lun* = Prl lundi prochain '*benn de' lun / dilun diweñ* lundi dernier, Tun.19° *señleñdi*) ; lundi de Pâques **LUN FASK**, (lundi de Pentecôte / *Sul gwenn* & NF Lunven - Brest) *Lun wenn*

LUNE (11° < luna lat. : la Lumineuse – ie / leu- Rob. & λευκός leuk- : brill- BS / ma- & mois = semit. ; *هلال hilal / القمر al-qamar* - Coran ; gaul.-celt. ANTENOVX cal.Coligny +1° ad : syzygie / nouios *nevez* D. ; v-br-gall *loir, loer & loercann*, gall *lleuad = loer*, m-irl *láir bhán, C. loar & loarguen* '*felenos*' gr σελήνη - selène : lune, GR *al loar / loër* : *loar nevez & neoüe, neüe / cresq & prim al loar, loar-gresq, loar brim / ar c'hann, cann al loar, loar-gann / discar al loar & Ar prim*

neçza d'ar Vadizyend, E c'houde, ne deo get qent : Les hennez da vont d'e hent ; Ar meurz neçza d'ar prim all, Meurlargez e Breiz hac e Gall ; gallo « leune » & cf. قمر qamar / kamar – ALBB n° 356 lune & pleine lune) LOAR f.-ioù : loar war he c'horn / amzer sec'h-korn (& adage T<JG > loar / loe.r Prl) & (arg. Tun. 19°<NK) heol ar bleiz m.; nouvelle lune al loar nevez & début du 1° quartier loarbrim m. & prim al loar, prim loar, NEVEZ : newez bras T m.-ioù, 1° quartier kresk-loar m. (& croissant / loargresk m., & loar war he falz), (& 3° quartier) loar vihan f. (& loar vras 2° & 4° quartiers) ; pleine lune KANN m. (gaul.-celt. candos / cantos kant) : de' ar c'hann (Pll - adage deiz ar c'hann hep lakat mar / pa guzh an heol 'sav al loar) & kann-loar / loargann m. (& loargant NF Louargant T / limbe de la lune - cercle - syn.) KANT m. : al loar en he c'hant & ar c'hant-loar = loar leun ; dernier quartier DISKAR-LOAR m., fin du dernier quartier newez bihan m.-ioù : daou nevez a vez beb miz, an nevez bras hag an nevez bihan (T<JG / loar vras 2° et 4° quartiers) ; lune rousse loar Ebrel & la lune rousse grille la végétation (Ph) loar miz Ebrel a boazh an traoù ; promettre la lune lared làerezh al loar (da ub) ; elle est dans la lune ema-hi e-barzh al loar, ur pesketaer loar (Ph & boemet, ub waet àr / er voemerez W<DD & PYK / W<FL aet en avalenn) ; tomber de la lune gweled al loar en e c'henoù ; Jean de la Lune GLAODA 'R SKAÑV (a oa bet lonket g' al loar pa oa o laerezh lann d'e gezeg – Ph / irl Dónall na geali : the man in the moon) ; clair de lune (an) heol loar m. & loarwenn (C.) / loar doull (& NL) ; lune de miel loar ar bichoned / an daou bichon (trad. - chanson Ph) ; vieilles lunes kozh loarioù, kozh kaojoù ; lune d'eau loar-zoùr (LOA-ZOUR f.-ioù-dour nénuphar & var.) ; lune de mer (poisson = môle) KOUSKEREZ f.-ed LUNÉ,-E (19° / lune – être mal luné.e) LOARIET / LOARIATAER (m.), WAR E DU (fall / mad) & (arg. Tun. 19°<NK) miñsonet ; être luné (mal surt.) LOARiañ,-iñ : loariañ a rit ! (Ph) LUNEL (NL Hérault - oc Lunèle / Lunèu prov.-oc < NP gaul.. ? – Rob. NP) = LUNETTE (13° dim.-ette / lune ; GR longue-vue lunedenn / lunedou : oz lunedou var ho fri) = lunedenn f.-où (& objet loarell / lun < gall llun < luna) ; (paire) LUNEDOÙ : pelec'h 'ma' hoc'h lunedoù adarre ? (& Prl-W lunetoù 'erc'h) / (paires - double pl.) LUNEDEIER : lunedeier a bep sort (Ph & marc'hadourien lunedeier > lun'deier, bre(h)ioù branches, mouloù montures & plegennoù, stern / gwer(ennoù) ur lunedoù) ; serpent à lunettes naer-lunedoù ; lunette arrière (véhicule / VBF<PT lunetenno' ar vrec'h-karr) > LUNETENN f.-où (an oto) LUNET(T)IER,-ÈRE (16° ; GR luneder-yen) LUNEDER,-OUR (& lunetour W / Ph marc'hadour lun'deier / opticien) m.-ion f.1 & (fabrique lunetière) stal lunedeier LUNETTERIE (19° - dér.) lunederezh m.-ioù LUNISOLAIRE (18° ad. / GR) loar ha heol LUNULE (17° < lat. / lune – Mat.<JM > gall.) lun(igoù) / loarellig f.-où : lunule d'or (Ku) ; lunigoù aour ; (blanc de l'ongle - syn.) STRINKENN (ar Werc'hez) f.-où LUNURE (19° < lune / bois / paille hosk W<FL) hoskad ('barzh ar c'hoad) m.-où LUPANAR (16° lat. < lupus & louve = prostituée à Pompéi etc. – cf. C. Bols = fornication / four forn - où prostituées se mettaient au chaud ! & Nom.17° fouzlec'h / fouti Y.Gow < futuere lat.) fouzhlec'h m.-ioù, (arg. Chon Ki<BTP) mont d'an takern m.-ioù (& claque klak, ur jeu-klak), (arg. Tun. - 19°<NK) c'houez (ti) ar skrap (n.) LUPIN (12° < lat. / lupus : lupinus ad. ; gaul.-celt. blediacum > Blassac & NP Bledinus / NL Blaye & gallo 'blèche' : traître & mauvais < bledinos / v-irl bled monstre marin, v-br-gall bledin : wolfish = de loup LF 85 – plante / gall pys y blaidd & lwpin) pis^e-plad, & piz c'hwerw (W<1'A 18°) coll.(-enn-où), (surn.) kafe ar vro (m.) LUPULINE (19° & minette) MELCHON-LANN coll.-enn-où LUPUS (19° lat. Méd. : loup / gr λύκος, lukos > Lukeion lycée : lieu à loups) = LURE (NL Haute-Saône < Lutra / gaul. lautro gl V 5° balneo, louazr C. auge – D 167 / Lure NL Préalpes – Rob. NP 2006 > Luberon) = LURETTE (19° / l'heurette dim. & de belle heure) : il y a belle lurette A-BELL-AMZER, pellig zo & pell zo zo (Prl / Ph pell zo 'b'oe & a-bell zo, abaoe ur gozh amzer - E / gwerz so(u) W & Dihun. 'gwerso' & marhue a huerço Wu 19° mort depuis belle lurette) LURON,-NE (15° / refrains en lur- : lan luron / belle lurette etc. & NF Le Luron) LOURIN m.-ed : al lourin (Ph & ourin / un orin a baotr, a blac'h, un orin den & un orin a zen / ur c'hwil, un ibil &

Prl 'hwil, lapous, & T<JG pabor / Ku<JF keñser merc'hed < coincer - sexuellement & frellad, ravailhon / ravailhoniñ faire le luron)

LUSIN > LUZIN

LUSITANIEN,-NE (16° < lat. / Portugais) = *lusitanian* ad. & m.-ed f.1

LUSO- (lusophone etc. / Portugal) =

LUSSAN (NF < Teleg. – v-br-gall & irl *lus* : *herb* dim.-an / *lus an chromchinn* - irl *daffodil* angl. < 'lus ar c'hrom-penn' : *ros-kamm* Ph jonquilles - syn. / NL Gard) = *Lussan*

LUSSANT (NL 17, Gard < gaul. *uxello-*: superl. / haut) =

LUSSAULT (NL 37 < gaul. *uxellos* : haut *uhel* / *uchel* gall., *uasal* irl noble & *us* / *uc'h* - gaul. / gall, & cf. NF Luzel / Uzel & Ussel, Kerhuel & NL) =

LUSSET (dial. – gallo, roman & luceais GR, LC 1910 / br-gall-irl *LUS*) > **LUCET**

LUSTRAGE (17°) *LUFREZEH* m.-ioù

LUSTRAL,-AUX,-E (14° < lat. ; GR eau lustrale *dour bennig^uet* – NF, NL) *DOUR BENNIGET*

LUSTRATION (14° < *lustratio* lat. - cérémonie < *lustrum* / gaul.-celt. *glan-* & NL Glanis, Glanon & Glanum / NR *Glanvez – ar*) *GLANAAD*

LUSTRE (1 - 17° < lat. - purification > 5 ans / pempe & pempe-dula *pempdelienn* quintefeuille...) *ur pemp-ple* / (*ur*) *pemp-ploaz* (m.-ioù) : *dek pemp-ple* & depuis des lustres *abaoe meur a pemp bloaz* / *abaoe amzer an Ebestel* (T<JG depuis le temps des Apôtres)

LUSTRE (2 – 15° < it. – gall *bri*, *clod* = v-br & gaul.-celt. *brigo* > *brio* it. & *clouto-* *klod* < ie ; GR *lufr*, *sqed* – éclat) *LUFR*, *SKED* m.-où : d'autant plus de lustre *muioe'h lufr a se*, & *lufradur* m.-ioù (Prl / *flamnder*) ; (éclairage – GR *cantoler strincq*) *KANTOELLER* (*skourret* / *strink* & *kantouller*, *kantolor* – var. ALBB n° 357 chandelier) m.-ioù, *LAMP (E-)SKOURR* m.-où

LUSTRÉ,-E (pp / ad. Ph & pp) *LUFR* & *erru lufr* /-ET : *lufret*

LUSTRER (15° < it. / lat. ; GR *rei lufr* / *sqed da un toaq* – ALBB n° 437 Ph) *LUFRañ,-iñ* : *lufrañ a ri da votoù-ler* ?

LUSTRERIE (19°) *KANTOELLERAD* m.-où

Lustrine (17° < *lustrino* it. – dér.) *lufrenn* f.-où (Taldir : *danvez lufr & mezher seiz* m. / Ph *tok blew go^r & brageier potop*)

LUT (16° < *lutum* lat. : terre de potier & *luto-* gaul.-celt. / *ludu*, *lludw* = *ul liur lut* ! Pll sperme / arg. – boue) *PRIENN* f.-où (& argile *ardilh*, charrée *koarad*, torchis *chaodenn*, *kourrez* & *pri* : *ti pri*, NL Ty pry), (sec en croûte / de lait < *tok-kenn* m. & coll.) *TOKENN* : *tokenn ar billig* (& vb)

LUTÈCE (NL anc^t *Lutetia* < gaul.-celt. *lut(eu)o-* : marais – Marais - île de la Cité / *luto-* & *Luto-* magus, *Luteua* > *Lodève*, v-irl *loth* > *luaith* /*luə*/ *ashes*, gall *lludw* = *ludu* NL *Lududu*...) = *Lutetia*

LUTECIUM (20° < *Lutèce* – chim.) = *lutetiom* m.-où

LUTER (16° < *lut* vb enduire de *lut*) *PRIENNañ,-iñ* / *TOKENNañ,-iñ* : *tokennañ ar chidourenn* (Ph *luter* le chaudron & *ardilhañ*, *koaradiñ*, *kourreñañ*)

LUTH (13° *leüt* < prov.-oc < *الود* : *al-oûd* – le bois & instrument : [jouer de l']oud > gall *liwt*, irl *liùit* / basq. > *arrabit* ; GR *lud-ou*) *lud* : Poète, prends ton luth et me donne un baiser (Musset 1835) *Barzhig, kemer da damm oud ha ro din-me ur pokig* & Ma seule étoile est morte, - et mon luth constellé / Porte le soleil noir de la Mélancolie (Nerval 19°) *Maro ma sterenn nemeti, - ha ma oud steredet* / 'Par *warnañ heol du ar Velkoni* ; (19° : tortue & AGB *baoudour*) *baot-dour ler* (f.1)

LUTHÉRIANISME (16° < NF Luther - Am. 17° *luter coz lerot*) =-ism m.-où

LUTHERIE (18°<luth – GR *lud-qordenn* & suff.-erez) > *lud-kordennerezh* m.-ioù

LUTHÉRIEN,-NE (16° < NP Luther) *luterian* ad. & m.-ed f.1

LUTHIER (17° - dér.) *luder* m.-ion

LUTHISTE (19° / 13° *leuteur* – Rob.) *soner lut* (& *sonour oud* – Titi Robin) m.-ien f.1

LUTIN,-E (16° < *neitun* < lat. *Neptunus* / fable 7° Rob. ; GR = esprit-follet *bugel-nos*, *mæstr-yan* – ALBB n° 410 *korrigan* note / 2pt E *lutun*, *lutin-ed* Bréhat & gallo : saute-mouton *patati* - cf. *جڤ (d)jinn-a* / pl. (*d)jounoun*) *LUTUN* m.-ed (& *lutin* m.-ed - Go) : *dont d'ar gêr araog al lutun* (Pll adage - métonymie : rentrer pas trop tard, surtout avant la nuit), *Son ar lutun, dañsal evel lutuned*, (femme lutine ad. > *lutunez-ed*), œil lutin / *lutun daoulagad paper* (Ph & Pll), (lutin qui égare) *BUGEL-NOZ* / *BUGUL-NOS^e* (Prl) m.(-ion), (lutins danseurs pl. – conte trad. 19° Luzel etc.)

DAÑSERIEN-NOZ, (personnage joué à Bon-Repos Nozic) *NOZIGAN* > (*un*) 'OZEGAN (W / J.Bayon) m.-ed (*an Ozegañned* - titre d'épique / *ar C'horriganed* - Ph & ALBB - cf. v-br-gall *cor(red)* NF / *cortos korr(ig-an)*, *korrandon* / *kornandon* - gaul.-celt. Andounnae : déesses de l'eau souterraine / gall *Annwfn* Autre monde & Groix *korriguez* ondine / *torigan* W & *polpegan* poulpiquet / fée & *gwrac'h* - celt. < ie / virgo lat. - *Geiriadur Mawr*)

LUTINER (16° - taquiner) *LUTINAñ* : *lutinet ganto* (& *lutined* = *lutuned*), (sexuel^l) *TURLUTat** (& *turlutadeg* Are<PR *gaudriole* / *talatatinat tammoù* - conte Ku)

LUTRIN (17° / 12° *letrin* < *lectrum* lat. ; C. *letrin* = *pulpitr*, GR *letrin* / *lutrin* : *cana el lutrin*) *LETRIN* m.-où (Prl *lètrin* tribune d'église)

LUTTE (16° < bas lat. < *luctari* ; gaul.-celt. ago- : combat NP Ago-marus & v-irl *ág* & *ágmar* vaillant D & v-irl *luchtaire* chef gladiateur & gaul. *Lucterius*, *luxterios* / *luctor* - D 177 ; v-br *guo-* & *re-* - ie : sous & diriger / *guor-* sur, *go(u)rre* C. & gaul.-celt. *uo-* / *uer-* & *ie re-* - C. *gouren* 'luyte', GR corps à corps *gouren-ou* > le *gouren* : la lutte bretonne - Lar. / "gourin" & Rob.) *GOUREN* m.-où (& *lann gourenaou* Meslan Prl & *gour'naou* KW / L *gourin-ou*) : *ober gouren*, *gourenoù a veze* (Pll), (partie de) *GOURENADEG* f.-où & 2 : *gourenadeier Pleiben* (Y.Gow & T<JG / Taldir > concours *Gourenadek Nedeleg ar Bobl*), prise de lutte *gourenadenn* f.-où, *krog(ad)*, *peg(ad)* *gouren* m.-où (Ph & *gourenerezh* techn.) ; (autre & fig. - C. *storm* bataille(r) < germ. *Sturm*, *storm* / *beller* lat.) *STOURM* m.-où : la lutte pour la vie *ar stoum evid ar vuhez*, *stourm ar beisantede* (Pll<ET lutte paysanne), la lutte des classes *stourm ar c'hlasoù* / *ar renkadoù* (& *e renk an dud* - F&B - cf. Ph *bec'h* bagarre & bretonnismes *reuz*, *lamm* défaite à la lutte : *lamm out !* & *bet lamm*, *roet lamm*, *tapet lamm*) ; de haute lutte *a-striv-kaer*, 'serr *stourm start ha kalet* (Ph)

LUTTER (17° / 12° *loiter* < *luctare* lat. ; C. *gouren* = GR *Jacob a c'hourenas ouc'h un eal, hed un nosvez* - ALBB n. 280 *gouren* & *en em c'hourin* / *luti* Lu & *lutañ,-iñ* - Bréhat, Sein, Wu) *GOUREN* : *gouren a raemp war ar prad eno* (Pll<PM nous y luttons sur le pré), (fig.) *STOURM* : *daw 'vez stourm dalc'h-mad* (Pll il faut toujours lutter, militer / *en em gannañ* se battre & *em gann var*. W), *ranket stourm*, *stourm evit petra ?* / (fam.) *C'HOARI* (*ouzh ub*) : *n'eo ket brawe c'hoari doutañ !* (Ph il ne fait pas bon de lutter) & (hum^l / arg.) = *n'omp ket evit lutiñ* (SM - 5 *dorn* - roman à "cinq mains") ; lutter contre le sommeil *par(r)aat doc'h ar c'housked*, *derc'hel d'ar c'housked* (Wu<Drean & Ph *herz(el)* *ar c'housked a ra / pouezo butun* 'piquer du nez' Pll)

LUTTEUR,-SE (16° ; gaul.-celt. *luxterios* / *luxtos* v-irl *lucht* charge, gall *llwyth*, v-br *loit* > *leizh* & gaul. *andabata* < *ande-bata* : gladiateur combattant aveugle / *batt-* & *batte*, *battre* ; C. *gourener* 'lutteur, luctator', GR *gouren(n)er,-our* - athlète) *GOURENER* m.-ion (f.1) : *gourenerion Skaer* & (pl.) *gourinizion* (W / *Pichon a Lovedan* trad.), (fig. - politique) *STOURMER* m.-ion f.1 (& div. Pll : militant agricole / enfant remuant) : *ur stourmer kalonek / stourmerien int !*

« **LUVRE** » (dial. Poitou cendres de papier brûlé - gaul.-celt. *uluos* = br & gall > UVRE) *ULW*

LUX (19° Phys. : lumière lat. / gaul.-celt. Lug- *luc* > *luc'h*, *luc'hed* < ie *leuk-* : blanc, lumineux etc.) *LUC'H* (coll.) & *lux* m. : *ar gompagnunezh (teatr) 'Fiat Lux'* (*en Naoned / Graet luc'h !*)

LUXATION (16° < bas lat. Med.) *DIAOZAMANT* m.-où,-*mañchoù* & *diazadur**^o m.-ioù (W<Heneu-GB / Prl *dile'hadur*)

LUXE (17° < *luxus* lat. : excès - ie / *loss* angl. Rob. - GR *re vras dispign* & *dispign foll*, *vean* = *lux-ou*) *LORC'H* m.-où (NF Lorho) : elle aime le luxe *al lorc'h a blij dehi* (Ph), *traoù a lorc'h* (T<JG & *lorc'hig moan...* *muioc'h a voged evid a dan* - ada / titre *Marh al Lorch* - Helias Cd'O), (popul^l) *LUKS* m. : *ul luks eo c'hoazh*, « *Ki Luks* » (pièce / Guy Lux) ; un luxe (de détails) *LEIZH A (vunudoù)...* ; de luxe (coiffe) *A-STROÑS* (T<JG / ostentatoire, *digoraj / digorañs*, & *décorum ton ar c'hrampouezh gwinizh*)

LUXÉ,-E (pp & ad.) *DIAOS*^e / *DIAOZET* : *diôs t'he brec'h* (Pll ayant le bras luxé, démis).

LUXÉ (NL Charentes / gaul. *Lugus* - théonyme & *luxt-*) =

LUXEMBOURG (NL / anc^l *Lucilinburhuc*) = *Luksebourg*

LUXEMBOURGEOIS,-SE (18° / grand-ducal) *luksembourgad* m.-*bourgiz** / *bourkis*^e f.1 & (lang.) *luksembourgeg /-ek** (ad.)

LUXER (16° < *luxare* lat. - & se *luxer*) *DIAOZAñ,-iñ,-o* : *diwall da ziaozo da vrec'h* (Ph & Prl *dile'hein / dilec'hiañ* déplacer, *divoestañ* déboîter, *d'i'emprañ*)

LUXEUIL (NL < gaul. Lug- thényme / *Lou*... & ialon – Rob. NP) =
LUXIOL (NL Doubs < Lopo-*sagio* cherche- ? loup – D 173 & cf. Luxeuil) =
LUXUEUX,-SE,-MENT (18°) *LORC'HUS* : *g' o dantelezhioù lorc'hus* (Ph / f. Pll trad.)
LUXURE (11° < lat. / luxus = C. *luxur* & GR luxure dissolue *luxur diçzolut*) = *pec'hed al luksur* (trad.), (appr^t / obscénité) *HUDURNEZ^H f.-ioù* (Ph *hudur* très sale & *likaouerezh*, *likentez* lubricité, *ribod* débauche : *ha me zo bremañ un intañv a-gôz d'ar ribod* - trad. Ph<Goadec)
LUXURIANCE (18° - gall *ffrwythlondeb* & *tor-*) *strudusted* f. (& *strujusted* > reproductibilité), (de végétation, sous-bois Pll<PM) *STRUJAD (Koad Freo)* pl.-ad /-où : *strujoù e-leizh a oa eno (kelenn, kelvez ha gwe'oud, ijar pe il - Koad Freo°)*
LUXURIANT,-E (18° part.prés. / *strud* T & *struj* Ph coll. > branchages luxuriants de chèvrefeuille, lierre etc.) *STRUJ* & *strudus* : *traoù struj (gweoud, 'il & kelenn, kelvez... – Pll<PM)*
LUXURIEUX,-SE (12° < lat. ; gaul.-celt. Todi It. TRUTIKNI / gaul.-celt. drutos > dru, Le Dru & *druz, drujal* vb & dér. ; C. & GR *luxurius*) = *luksurius* (& *lik lai, ribod* f.1 débauché-e)
LUYNE (NR 13, NL 37 < Lodena – gaul.-celt. luteno-: marais & luto-: dépôt etc. - cf. NL Lududu & Ludugris / *luduenn*) =
LUZECH (NL Lot < Luzechium 14° - gaul.-celt. leucet(i)o- éclair / leucos : clair – Rob. / ALBB n° 438 éclairs *luc'hed* & gall *lluched* : lightning, NL Kerluffédec Ku)
LUZERET (NL 36 & Lizeray gaul.. gliso(marga) > glaise & marne) =
LUZERNE (16° < prov.-oc luzerno : ver luisant Rob.) = *LUZERN* m. : *ne labour ket al luzern ken* (T<JG la luzerne ne profite plus & parcelle de luzerne *eur c'horniad luzern* Go<KC / Li<YR *luzern, hada a rankez anezo*) / *GEOT DALL* coll.-enn (Ph = *GEOT GALL* / *geot galleg* dactyle & *foenn tirien / foenn prad*)
LUZERNIÈRE (17° & cf. NL Cad. Pll Tiriennou) *geoteg dall* f.-i,-où / *Tiriennoù* (NL)
« **LUZET** » (gallo : truie *banw, gonn, gwes / gwis^e*)
LUZIN, LUSIN (Mar. < neerl *huising* amarrage) =
LUZU (NF > NL) *LUZUVERIEN*
LUZULE (19° < it / *luce* – jonc var.) *BRAOS* coll.
LUZUVERIEN (NL T 29 – v-irl & gael *lus* & gall *llus-i* : bilberries myrtilles & *llusa* = *lus^a* vb 2 / *lus* *Koad Freo* & *lus^a* vb 2 < v-br *lus / lous*-où LF) = *Luzuverien* (NL & cf. Lesverrien Kap Ki : lez / Merrien, Mesmerrien < maes-Merrien NF-*ien*)
LYBIE (NL / ليبيا - لیبی *libîa*) *Libia, al LIBI : Libi Ghaddafi*
LYBIEN,-NE (ليبيا *libiyya*) *libian* ad. & m.-ed f.1
LYCANTHROPE (16° gr : loup-garou) *den-bleiz* m. (pl.) > *tud-vleiz(i) / tud blei'*
LYCANTHROPIE (16° / gr λυκάνθρωπος) atteint de lycanthropie (pp) *BLEIZET*
LYCAON (16° gr λυκάων sorte de loup-garou / loup d'Éthiopie) = *likaon* m.-ed
LYCÉE (18° < lat. < gr λύκειο(v) Lukeion NL lieu à loups, Bois des loups < lukos / lupus lat. & lupanar - autre destination ! / *bleiz & Kerambleiz* - catal. *Liceu*, basq. > *lizeo*) *LIS^SE* m.-où : *al lise Diwan, ar vuhez el lis^seoù* (cf. LC 1901 *kelenn di Itron Varia, skol(aj) ar Releg...*)
LYCÉEN,-NE (19°) *LIS^SEAN* m.-ed f.1 / *lisead* m.-idi f.1
LYCÈNE (19° < gr λύκαινα louve) *barbellig glas* m.-ed
LYCHEE (chinois *li-chi*) > LITCHI...
LYCHNIS (16° lat.<gr λυχνίς lumineux – fleur de coucou / fleurs div.) *BOKED KOUKOUG / BOKED AR GOUKOUG* m.-où,-joù /-idi, *FLEUR KOUKOU(G)* coll.-enn : *fleur koukou a vez bar prajeier* (Ph / Prl *boced koukou / louzaouenn ar goukoug* hyacinthe) ; *lychnis* dioïque *boked an teureug* m.-où & *lagadig yar* (Wi<PYK)
LYCOPERDON (gr λύκος lúkos, loup & πέρδομαι vb pérdomai, vesser - péter - vesse de loup) *LOUV-BLEIZ* m.-où-
LYCOPODE (18° < gr λύκος loup, ποῦς, ποδός 'pied-de-loup' Rob.) *TROAD BLEIZ* m.-où (*treid*)
LYGIE (Mar. - Médit.) *laou kerreg* coll.-enn *gerreg* (& cf. / *laou-mor*)
LYMPHATIQUE (17°-19° < lat. / lymphe - fig.) *LINFENNEK** (*chistr* W<FL) / *LOVREG* m.-ien f.1 /-ek* (ad. & cf. NF Le Lourec / *loereg*) > *LO(V)R* /lɔ:r/ (Ph veule, avachi < ladre / sale Ki) : *te zo lôr* (Pll & *lor 'vel ar c'hazh tal an tan = te zo ludu* Go), (*den*) *klouaneg / klouanet* (Wi<PYK /

KW *digas* = *diforzh Ph & diseblant-kaer*)

LYMPHATISME (19°) *LOVRENTEZ* f.-où

LYMPHE (17° < gr λέμφορ lempfos - eau < νόμφη numphê) *DOURWAD* m. / *liñf* m./coll. (T<JG & *lizwad / linwad & lin-brein* pus < gaul.-celt.)

LYNCH (NP US : loi de Lynch / Trump !) = (*lezenn*) *Lynch*

LYNCHAGE (19° - n.vb. / esp. = *linchar*) *linchañ / DISPENN* & lynchage médiatique *al liñchañ / an DISPENN er media*

LYNCHER (19° < *Lynch law* US 1837) *liñchañ,-iñ (ub)*, se faire lyncher (arg. : taper) *LORDiñ* : *lordet eo bet / lordet e vi !*, (appr^t) *DISPENN (ub)*, & on lèche, lâche, lynche (UMP / R.Dati<F2) : *lipet, leusket, lordet* ('vez an nen erru brudet)

LYNCHEUR,-SE (19° suff. / C. *Lichẽr* 'licherre... / lieu de licherie ceft bordell') *liñcher,-our / DISPENNER (tud)* m.-ion f.1 & (péjor^t - pl.) *chas (an tele...)*

LYNX (17° lat < gr λύγξ, lugx - basq *katamotz & lakoin begiak* yeux de lynx ; C. *linx*, GR *lins / daoulagad lins so en e benn* il a des yeux de lynx) = *lins m.-ed* (& loup-cervier *bleiz-karvetaer*)

LYON (NL < Lugdunum : oppidum du dieu Lug = Appolon & lumière / fête des lumières trad. & cf. Lion, Lions / Loudun & var.) *Lyon / Lion* : *kêr Lyon ha tro-war-dro* & la Lyonnaise (gallo-rom. < Ludgunon) =

LYONNAIS,-E (hab. : *unan*) *a Lyon /-iz** (pl.)

LYOPHILE (20° < gr λύω, lúô vb dissoudre & suff. φίλος - ami) = *liofil*

LYOPHILISER (20°) = *liofiliziñ*

LYRE (16° < lyra lat. < gr λύρα, lúra / عود : 'aoud / úd = bois – d'aloès & oud / luth, & lyre > l'úd > luth ; GR *lyrenn-ou / lourenn-ou*) *lirenn* f.-où (*lourenn* loure) : Plus fortes que l'alcool, plus vastes que vos lyres (Rimbaud – "Bateau ivre" 19°) *Kreñvoc'h evid alkohol, frankoc'h 'vit ho lirennoù*

LYRIC (20° frangl. parole de chanson / gall *telyneg > delenneg*) = 'lyrics' *euskareg Negu Gorriak*

LYRIQUE,-MENT (15° < lat / gr λυρικός, lurikos – gall *telyneg / NF Delen PII, irl file\ata / lyric\each*, basq. > *liriko* ; GR *lyrennecq* : vers ou chants lyriques *guersou lyrennecq*) *lirenneg* (& *lourennek**) / *telennek** & (texte) *barzhek** ; œuvre lyrique (dér.) *telenngan* m.-où ; poète lyrique *barzh lirennek* / barzh e delenn* (cf. NF Delen : *an Délèn Ph*)

LYRISME (19° - gall *telynor* : *lyrist*, basq. > *lirismo-a*) = *lirism* (m.) & (n.vb. – *al*) *lirenniñ / lourenniñ*, & *telenniñ* (& *barzhegezh* (la) poétique / *telennegezh* f.-ioù – Diwan)

LYS (LIS pl. / *lysen* 16°) "Le Lys dans la vallée" (roman de Balzac 1836) *Al lisenn en draonienn* ; Sur l'onde calme et noire où dorment les étoiles / La blanche Ophélie flotte comme un grand lys (A.Rimbaud 19° - *Hamlet*) *War an dour du ha sen le-ma kousk ar stered / Ofelia ar Wenn zo flourdilizennet*

LYS (NR 34, 59 < *Liger* < gaul.-celt. *liga* > lie) =

LYVET (NL Rance / LIVET & Berlivet / Brélivet NF T, Saint-Élivet NL Lannion – v-br-gall *liuuet* & gall *lliwed* : *host, nation* < *colour* 'couleur' héraldique & Féod. : pour ses couleurs - falme / drapeau ; gaul.-celt. *lio-* < *liuo-* v-br-gall *liu* & irl *lí* – NL Coat-Liou Bourbriac *Koad Liou / livet-flamm* très coloré, & *livet-ruz*) : le pont de Lyvet (*ar*) *pont Livet* (& NF Livet).